

1943

BLOAVEZ MAT

"BLOAVEZ MAT", meur a wech en deus hetet an dud.
Ha padal, er bed-man, ne weler nemet freuz.
Listri-spluj, kirri-nij a zistag taoliou yud.
War an douar a-bez ar brezcl a fuilh reuz.

Tud an ti dismantret, en o spont, a chom mut ;
D'o cherent er "stalag" nag a bed o deus keuz !
Eus maro war ar mor, eus kanvou n'eus ken brud ...
"Bloavez mat" goudeze n'eo nemet eur gomz kleuz !

"Bloavez mat" evélkent ! Rak Hon Tad eus an Nenv,
A ginnig d'eomp ar bloaz gant e c'hoarz hag e lenv,
Evel ma ro d'an deiz hag an heol hag ar glao.

Ar vlcunvenn ar gaera ne bad ket hag a wenv ...
Tremen 'rag araok peil ar re lorc'hus ha krenv ...
Bloavez nevez ! ... 'Vel ma vo, ar bloaz man a vo brao !

BROGAROUR

4-12-42.

Tucht evez ouz priziou nevez koumanantou "FEIZ HA BREIZ"

O veza ma ya pep tra war geraat atao, ret eo bet d'eomp kreski eur wech c'hoaz, priz hor c'houmanantou evit ar bloaz 1943 :

30 lur.

Koumanantou strollet, pa gemerer d'an nebeuta 5 niverenn : 25 lur ar goumanant.

Ar c'hreshk-se, fizians hon eus, ne viro ket ouz hol lennerien da nevezi o c'houmanant, rak 30 lur n'eo ket kalz a dra c'hoaz e kenver priziou traou all a zo.

Ha bezomp laouen pa c'hellomp kenderc'hel gant hor c'helaouenn, ken rouez eo deuet ar paper da veza.

Kenvroiz ker, Bennoz Doue ha Bloavez mat d'eoch'.

En em unanomp evit ma chomo an trech gant ar brezoneg.

FEIZ HA BREIZ



Setu pevar miz abaoe 'm 'omp digouez et er c'hamp. Pevar miz tremet, hep na ve deuet cherichamant ebet, koulz lavaret, en hor buhez.

Pevar miz abaoe m'eman bemdez an hevelep taolenou dirak hon daoulagad : eur c'hoad, eus eur c'hozetz, barakennou, eus eur c'hozetz all ; tro-ha-dro d'eomp, orjal begok, roussetlet, dirouestlet, berniou ; a bep tu, gedourien, evesiant, a welomp, en deiz, hag a glevomp, en noz, o vale war an erc'h skournet, prest daic h-mat da ziarbenn ar c'henta hini a savje c'hoant gantan klask eur riboul bennak da dec'hout kuit...

Pa n'en deus soursi all ebet nemet cha-cha, ar muia ma c'hell, war an ibil berr, pa n'en deus da ober nemet gortoz, nemet sonjal, ha lezel kabestr gant e spered da redek war-du ar gér, penaos beza souezet e kavje ar prizonier emzivat, hir e amzer, ha divlas e zerveziou ? Met rodig a dro a ra bro. Rod an amzer he deus troet, rak emaomp e derc'hent Nedelec, ar gouel ken c'houek da bep kalon gristen !

Ha bez e c'hello ar gouel-se, da vihana, skuilh eur begadig levez e buhez tenval an den harluet ?

Ya, e rankan lavañet !

Rak, penaos mar d'eo beo e feiz, mirout ouz e galon da dridal, en nozvez-se, o sonjal iveau en henvelidigez a zo etre e stad paou'r hag hini Mabig ar Werc'hez, aet da c'henel evitan, pell diouz e gér, e kreiz an dienez ar vrasa !

Ha n'eo ket, da genver an nozvez veniget-se, eo deuet Hor Zalver da zigas ar peoc'h d'ar bed trubuilhet ; hag ar prizonier, hen, en deus ker bras naon eus ar peoc'h, ar peoc'h a die restaol d'ezan e frankiz, an dud hag an traou a gar kement war an douar !

Noz Nedelec ar prizonier, adrenv an neud orjal, n'eo ket, skler eo, noz Nedelec er familh, nak en iliz parrez. Bez ez eo koulskoude an tanva anez, dre ma kav, er noz-se, muioc'h eget kustum, ar boued en deus ezomn da derri naon e gorf ha naon e ene.

Ofis ar Pellgeñt ne vezo ket gfaet, met, burzud bras donedigez (Mab Doue wañ ar

douar a vez enoret evelato. Diou vaftenn dosta an eil d'eben, enno meur a veleg, ha kalz tud a volontez vat, o deus en em glevet evit aoza d'eomp eur gouel eus ar re vraoa.

An taoliou eo a zervicho da leurenno-hoari hag an arrestourien a en em star-dio gweila ma c'hellint, hag el lech ma c'hellint, darn kluchet war astaj ubela ar gweleou.

Ouspenn div-eur e pad an abadeñ, hag, epad an amzer-se, paotred ampart a zis-tag d'eomp marvailhou ha soniou fentus, met iveau kanaouennou koz Nedelec, war doniou dudiusa Bro-Chall, ha Breiz-Izel. Rak, beza ma 'z'eo, ar pep brasa eus an dud, gallaoued, ar brezoneg en deus bet e blas er gouel-se, echuet kalz fe vuau...

Plijadur a spered a zo bet. N'eo ket awalc'h. Eun tammi plijadur a gorf a vez iveau, hag eo debri leun ar c'hoz e voud mat, a voued ar gér. Dre vadelez Doue, pep prizonier a zo en em gavet pinvidik. Ouspenn ar pakadennou, bet deuet eus ar gér en deizio araok, hag a zo bet espernet ar pep wella anezo evit an abardaez-man, pep hini en deus resevet hirio e galanna, digaset eur ar vamm-vro, ha peadra ennan da ober eur fest roue.

An den kustum da gaout naon ne vez ket figus !

Arack pignat er glud ha mouga ar gouloù, ec'h azezer eta laouen, tri, pevar gamalad, en eur gichen, hag e tispaker an traou priziou, bet lakaet e boutin, Debri a rae kalonek, gwalch ar galon, evel ma vez lavaret, epad ma ya an teodou lijer en-dro :

« Dindan ar soul en e lochen »

Ar paour a c'hell c'hoarzin laouen... »


Eur pennad ec'h ankouniac'haomp iveau reuzeudigez hor stad hag e c'hoarzomp laouen. Epad an noz e reomp hunvreou kaer, hor spered a nij, pell, pell, du-hont, etrezek an ti karet, endan enian hon holl garantez.

Hag, evit ar wech kenta, abaoe pevar miz 'zo, hor beus en em zantet eurug !

L. B.

(Nedelec 1940.)

...PA OA DAOU
ROUE BRAS E
BREIZ-VIHAN.



Yann III, Dug Breiz, ganet d'an 8 a viz meurz 1286, a c'houarnas hor bro, goude maro e dad Arzur II, degouezet d'ar 27 o viz du 1312. Nao bloaz war nument e chomas, en c'garg, ha, daoust ma oa bet dimezet teir gwech e varvas disher d'an 30 a viz cbrel 1341.

Gwasa ha padusa brezel etre kenvroiz-a zo bet gwelet biskoaz, en hor bro, a zava neuze evit gouizout piou a zougje kurunseenn Breiz warlech Yann III. Henmañ a'en devca ket a vugale, met daou vreur en devoa bet, Gien ha Yann ; Gien, aotrou ar Penteur a oa maro dck vloaz a-raok e vreur hena, met chom a rae eur verc'h war e lerc'h, Janned, dimezet er bloaz 1337, gant Charlez Vleaz ; Yann, Aotrou Monfort, a oa dimezet gant Janned ar Flandrez.

Hag e c'houenned dre holl : Piou a vez Dug ? pe Charlez Vleaz, ni an dug diweza, pe Yann Vontfort, breur an dug diweza ?

Gwir Yann Vontfort a oa harpet gant Herri Bohic, eul leonad, kelenner war ar Gwir e skol-veur Pariz hag unan eus lezennourien vrudeta e amzer, met Philip VI, roue Frans, a venne, a-grenn, gwelet Charlez Vleaz, mab e c'hoar o pignat war dron Breiz ; evit dont a-benn, eus e daot, e fuilhas zoken, dre ar vro, eur bern gevier war ginivelez Yann Vontfort, hag, en hent-se, pennadureziou e rouantelez a vro a-du gantan, e Conflans, d'ar 7 a viz Swengolo 1341, evit embann ne oa nemet han hag en devoa gwir da zougen kuru Breiz hag oa e ni Charlez Vleaz.

Yann Vontfort, pa welas kement-se, a soudarded hag a glaskas gounit e rugefiez, dre heg, pa n'oa ket mat her rei han dre gaer.

Mab hena ar roue Philip VI, Yann an Normandi, a deuas raktal da lakât seziz war gêr an Naoned kemerec a-benn neuze gant ar Vontfort. Epad ar seziz, Yann Vontfort a glaskas en em glevet eur wech c'hoaz gant e enebourien ; mab ar roue a roas d'ezan eur skrid da vont da welet e dad, e roe e cher war-nañ, ne vije graet droug ebet d'ezan, en dra ma vije o'ch ober e dro e Pariz ; met, kerkent ha ma oa en em gavet eno, ar roue koz, dre drubarderez, a reas her stlepel er prizon hag her miras ennan, a enep pap gwir, epad daou vloaz.

An holl a grede e oa echu ar brezel, met Janned Flandrez, gwreg Yann Vontfort hag a oa 'vel ma lavare Froissart, en he c'hreiz n'eo. ket hepken kalon eur gwaz, met zoken kalon eul leon, a vodas he zud, e Gwened, e maner ar Voudenn, hag o tiskouez d'ezo, he mab bihan bloaz, e lavaras : « A ! Atronced, n'it ket da « fallgaloni na da veza ken nec'het-se « gant va fried hon eus kollet ; n'oa ne « met eun den ; setu aman va mab bihan a vez mar plij gant Doue an hi « ni a zifenco gwir e dad, hag a ray « d'eoc'h an holl vad a c'hello ! »

An dugez a yeas evelse gant he mab, eus an eil ker d'eben ha kostezenn Yann Vontfort, hep dale, a voe krenfoc'h eget biskoaz ; klaske a eure, daoust da-ze, ar wreg kaez, en em glevet gant Roue Frans, met adalek miziou kenta ar bloaz 1342, oa skaer an traou : Philip VI ne glaske nemet eun dra lakat Charlez Vleaz, e ni war dron Breiz ha kas ar Vontforted d'an harju.

Pa welas ar re-mañ ar pez a glasked ober d'ezo, e kavjont mat en em harpa war ar sikour a ginnige d'ezo, Edouard

III, roue yaotank Bro-Saoz. Kement a wir en devoa henmañ da vez a roue Bro-Frans ha Philip VI ha muioc'h zoken, pa vo lavaret mat, p'eo gwir dre e vamm e oa ni da ziweza, roue Frans, Charlez IV, ha Philip VI n'oa nemet eur c'henderv gomez d'ezan. Janned Flandrez he devoa dibabet da verour he mab, eun dijentil, gwelet mat, gant an holl, Amauri Glisson.

O zri ec'h anavesjont Edouard III, evit beza gwir roue Frans, gant ma teuje da harpa kostezenn ar Vontforted da choumit o dugenez.

Er bloaz 1342, Edouard III, a gasas teir armead soudardad da Vrest ; ar genta, wardro an 20 a viz mae, an eil d'an 18 a viz eost, an trede, daou zervez araok gouel an Holl-Zent hag Edouard III, e-unan a oa en he fenn.

Gant an arme genta e voe, war gouleenn Tanguy ar Chastell, tapet, e Tregarantes, Herve Leon, hag cun toullad tudchen-ti a-du gant Charlez Vleaz, digilhet Henbont ha trec'het Loeiz ar Spagn, e Kemperle ; distrei a eure d'ar ger, gant pri-zonierien Trégarantec d'ar 7 a viz gouenne 1342.


Eun eil armead a reas he diskenn e Brest, e deiziou diweza miz eost 1342. Tud Charlez Vleaz a dec'has ha Tanguy ar Chastell, gouarner Brest a voe laouen bras o welet kastell Brest ha kastell Goue-led ar Forest o koueza etre daouarn tud e gostezenn.

Roparz Artois a dreuzas Leon gant e dud hag a glaskas kemerec Montroulez ; eur gwall grogad a voe etrezen ha Charlez Vleaz etre Lanvur ha Montroulez ;

Ac'hano Ropars, a ziskennas e Bro-Wened e lec'h ma stourmas kalonk betek e varo e Henbont e deiziou diweza miz here 1342.

An trede armead a ziskennas e Brest d'an 30 a viz here 1342 ; youl ar roue Edouard a oa en he fenn oa kemerec raktal keriou brasa Breiz-Uhel, Gwened, an Naoned ha Roazon.

D'an 10 a viz du arme ar roue a oa en hent ; d'an 11 edo e Keraez, hag eno her rannas e diou gostezenn, unan d'indan eurziou. An arme genta goude beza kemerec ar c'hériou bihan a oa war he hent a dleec mont war eun da Roazon ; Edouard III, gant eben a ziskennas etrezenek Gwened ; c'hoant espern ar vro en deus, muia ma c'hell ; difenn a ra laza, lakât an tan-gwall ha ne gemer war ar maez



Janned Flandrez o kinnig he mab Yannig Vontfort da benmadureziou Breiz nemet ar pez a zo ret evit maga e zoudarde.

D'ar 5 a viz kerzu e oa kilhet gantan Gwened ha daou eus e gabiteden vrana Norfolk ha Warwick a gilhe an Naoned endra ma tostae Southampton ouz Roazon.

Charlez Vleaz a voe laket gwall nec'het hag e c'houennas skoazel Roue ar Frans. Yann, Duk an Normandi a deuas gant eun toullad soudarded betek mogeriou an Naoned hag ez eas da gerc'hat e armead vrana da Angers, met e lec'h he c'has, war eun da Wened, e lec'h m'edo Edouard III, her c'hasas da genta da Roazon hag ac'hano e tiskennas ganti da Bloermel, el lec'h ma tigouezas, ives, hep dale, e dad, Philip VI, wardro gouel Nedelec 1342. Ac'hano e tleent kas o urziou, d'o soudarded strewet aman hag a-hont, evit gwelet ha bruzuna a c'helljent da vat kostezenn Yann Vontfort hag he harperien.

Ar c'hrogad bras a oa warnez digeri, hag eun druez e vije bet, pa voe gwelet daou gardinal, degaset gant ar Pab Klemanit VI, kardinal Prenest, Per Després de Montpezat, arc'heskob Aix, ha kardinal Tusculum, Annibal Cajetani de Cecca-

no, arc'heskob Napl, o tont da glask lakaat an daou roue bras d'en em glevet evit ehana gaut ar brezel, eur pennad, ha gwelet ne vije ket gellet degas ar peoc'h etre an diou gostezenn.

E hanter miz genver 1343 ec'h en eñ gaved neuze ; an arzav-brezel a dilec padout betek gouel Mikael 1343 ha ma n'o divije ket gellet roue Bro-Zaoz ha Roue ar Frans diazeza ar peoc'h, da vat, etre o zud a-benn neuze, an arzav-brezel a vije astennet betek gouel Mikael 1346.

An arzav-brezel a vœu sinet d'an 19 a viz genver 1343, e iliz ar Vadalen e Malestroit.

Siouaz, an engleo-se, etre ar pennou bras-se ne badas nemet eul luc'hedenn !

Edouard III n'en devoa ket kals a fiaus e Philip VI, rak d'ar 26 a viz genver ha d'an deiz kenta a viz c'houevr e skriv da c'houenn soudarded all ; kouls-koude pa welas Philip VI o tistrei d'ar gêr, gant e zoudarded ne zaleas ket ives da vont da Vro-Zaoz ha d'an 20 a viz c'houevr e oa e Lôk-Maze Penn-ar-Bed ; eno, hag en dervez-se, sur a-walch, e pignas en e lestr evit distrei d'e rouantelez.

Janned ar Flandrez a yeas, en dervezse ives gant he merch'h hag he mab, da Vro-Zaoz, evit ma vijent diouallet eno, aeso'h a-ze diouz pep droug, keit ha ma ne vije ket diazezet, da vat ar peoc'h !


Breiz-Uhel hag a gomze galleg a oa kentoc'h a-du Charlez Vleaz ; Breiz-

Izel hag a gomze brezoneg a oa kentoc'h a-du gant Yann Vontfort, n'eo ket ma vijê karet kals ar Zaozon gant hon Arvoriz, met nebutoch'a c'hoant a zayje ganto eget gant ar Challaoud da ziskar Dugelez Breiz.

Siouaz ! an arzav-brezel ne badas ket etin holl vad ha Roue ar Frans e-unan eo hen torras da genta gant eun taol bouc'hal ; e deiziou diweza miz gouere, Olier Glisson, eus kostezenn Yann Vontfort a yeas da Bariz, darn a lavar zoken e oa pedet, da gemeret perz e c'hoariou bras a raed eno ; tapet e voé, daoust d'an éhan-brezel, dre drubarderez, ha war urz ar roue dibennet er c'hoc'h, d'an 2 a viz eost ; gwasoc'h a reas c'hoaz ar roue koz ; kas a etre tud da Vreiz da dapa dek eus an dudchentil vrasa a oa e kostezenn Vontfort, an Aotronez, Malestroit, Montauban, Quedillac, ar Genkiz, Brieu hag all hag hep an distera barnedigez e lakeas ives o dibenna ; stlejet e voent en noaz a-dreuz ker Bariz, betek ar C'hoc'h, el lec'h ma vœu trouc'het o fennou diouto à-daoliou bouc'hal, d'an 29 a viz du 1343.

Skrija a eure Breiz o klevet ano eus hevelep torfejou ; ar Vontforted a yeas er maez anezo o-tinan ; kemered a rejont ker Wened, daoust ma venne ar Pab he denc'hel dindan e urziou ; ar brezel a oa digoret a-nevez ha padout a ray bloaz war nugent all !

Y. V. PERROT



" EUR SIZUNIAD MARVAILHOU GWIR "

kontadennou a VRO-EIRE

dastumet gant douglas hyde (AN CRAOIBHIN)
savet e brezoneg diwar troidigez h. huerre



KENTSKRID

Eviti beza gousanvet, a-hed ar c'hantvedou, eun tam'm brao muioch a reuzion hag a drubullhou egest hor Breiz, n'eo ket Iwerzon, (Eire) ehanet evit se da veza bro ar c'hontadennou-pobl sefer ha burzodus, da nebeuta betek trespou ar c'hantved-zan.

En bloavez 1909 e vœu graet ar vouladenn genta eus eun dastumad a seiz kontadenn, anezo eur « Sizuniad marvaillou gwir » an oberour o veza ar c'heleunner Douglas Hyde. Heman en devoa o dastumet diwar muzeillou eun Irwerzonid a oa neuze o veva e ti-repi ar beorienn e Ker-Athlone. Heman d'e dro en devoa o c'hlevet gant unan all. Dre zariant d'e lennerien, Douglas Hyde en devoa lammet kuit danevel ar sezvet nozvez evel m'oa bet displeget d'ezan. Kontadennou an eilvet hag ar c'houec'hvet nozvez a zo deut da veza re an drente hag ar seivet. Da eilvet eo bet lakaet hini Goban.

Anavezet mat eo houman dre-holl e Brô-Iwerzon. Kutilhet eo bet gant D. Hyde diwar daou deod dishenvel. An dastumer n'en deus ken graet nemet renka eun nébündig traou, gwiska eun ano d'an dastumad, ha rei da c'houzout, e kreiz ar gontadenn genta, e tlee ar c'hontadennou beza holl gwir.

Laouga e vezimp o'ch embann, hini ha hini, war an niverennou a zeu, ar c'hontadennou dindus se, bet troet e galleg gant an A. Huerre eus Kintin. Diduellus eo atao ez koz kouls hag ez yaouank, maro'hekaat evelse e-kreiz ec'honder an Hunvre. Talaoudus m'ebert eo ouspenn. Rak, o veza m'eo niverus m'ebert, ha dishenvel tre, troiou-spered ar ruminadou tud o deus de-zournet an eil d'egile an tenzoriouigou se, kresket ha kaeraet gant pep hini anezo, e tou ar c'hontadennou da veza eun eienenn vurzodus a binividigez evit ar ouenn.

kontadenn an nozvez kenta :

" SKARZ-D'IN-VA-DANT "

Gwechall goz e veve, nepell diouz Gallway, eun Itron a lignez uhel. Ar c'hsa eus hec'h amezeien en devoa hec'h anavezet a-viskoaz. Bruda a raed diwar he fenn n'oa ket bet roufennet he dremm a-hed ar bloaveziou hag he devoa atao doare da veza ken yaouank ha diagent, tri ugent vloaz a oa abaoe. Ar wazed e-kreiz o oad'o devoa koua d'he beza gwelet ez vugaligou. Gant an oad oa deuet, tam'm-ha-tamm, o bleo da louedi, met hi a chome yaouank-flamm. Pinvidik-mor oa an Itron. Den avat ne ouie tra eus he

buhez : Eun dra digunvez all a oa c'hoaz war moger-diavez he zi e oa etin enskri-vadur, lizerennou bras ouz hen ober, hag a lenned warnan : « Nep a dremen dre an hent-man en eur glask peadra da zebri ha da eva, ha lojeiz evit an noz, a zo pe-det da zont aman, ha graet e vo eus ar brava outan, keit ha ma c'hello, bap bardaivez, dibuna eur marvaillh a-zoare. Ret eo avat ma veve heman gwir : »

Ha setu ma veve er vro, d'ar c'houez, eur paotr yaouank, e ano Diarmuid Mac an Ulltaigh. Eus Uachtar Ard e oa,

ha brudet da veza unan eus an ampara marvailherien e Kornog Bro-Iwerzon. Bennoz e oa boas da vont eus an eil ti d'egile d'ar beihadegou, e-lec'h ma kont dalc'mat ar re goz o danevellou. O selaou a rae, hag a-walc'h oa d'ezan beza klevet, eur wech hepken, eun danevell, evit der c'hel koun anezi da viken. Alies en devoa Diarmuid klevet ar pez a lavared diwarbenn -an Itron-se a veve e-kichen ker Gallway. C'hoant bras en devoa da vont d'ober eur gwel d'ez. Gwas oa gantan avat en em ziskotuez dirazi, hep kaout da gonta eun danevelli nevez-flanum war he c'henta lamm. Rak ennan e-unan e lavare e chellef an Itron anaout en e raog ar marvailhou en devoa e-unan klevet ken alies ar re all o konta.

Eur wech a oa, e tistroe Diarmuid d'ar gêr, c'hoariet gantan ar c'hartou, ken e oa boulc'het mat an noz. Tremen a reas e-kichen eur vered war lez an hent. A-daoù-trumm e klevas eur vouez o sevel eus diabarz ar vered, hag a lavare : « Skarz d'in va dant, pa n'eo ket bet graet sez vloaz 'zo. » O veza ma edo Diarmuid leun a nerz-kalon, en abeg d'an nozvez laouen en devoa tremenet, e reas eul lamm er vered dreist ar voger. Ha pa zeus er-maez, en devoa ouspenn peadra da ober eur marvailh, unan n'en devoa biskoaz idevet betek neuze.

Antronoz, d'ar beure, e lavaras outan e-unan e chelle hiviziken mont da gaout an Itron a ouenn uhel gant eun danevell zereat. Rak se e loc'has etrezek Gallway. Eur wech degouezet er ger-se, n'edo muñpell diouz ti an Itron, ha mont a reas e-barz, a-greiz ma edo an noz o tont. Enkreuzet oa eun tamnig. Skei a reas evelkent. Ar porzier a zeus hag a c'hotilennas outan petra c'hoaitae. Ha Diarmuid lavarout d'ezan : « O klask da zebri ha da eva emaotin, hag eul lec'h da gousket e-pad an noz. » « — Eur gontadenn ac'h eus aozet fenoz ? » eme ar porzier. « — Ya, unan am eus, » eme egile. Neuze ar porzier e gasas d'eur sal vras hag a lavaras d'ezan azeza. E lezel a reas neuze da zebri ha da eva e-unan-penn, goude lakaat dirazan eur goan founnus.

Eur pennad goude e tizroas ar porzier d'e bedi da vont gantan da gaout e vestrrez. Ha Diarmuid d'e heul. Degouezout a rajont en eur gambr all. Eur guchenn c'houlaouennou ha kantoloriou a lakaat enni kement a sklerijenn hag a-greiz an deiz. Sellout a reas Diarmuid endro

d'ezan. Ha d'ar choulz-se e teuas tre an Itron : eur vaouez hag oa mistr hag uhel he ment, ha koant he dremm, na yaoutank na koz. Tregont vloaz he devoa doare da veza. Alouret oa he bleo hag eur vantell sez skany a oa ganti. Diarmuid Mac an Ulltaigh he zrugarekaas evit ar goan a zoarc a oa bet roet d'ezan hag a lavaras en devoa pourchaset eur gontadenn : « Mar deo da ganeoc'h he selaou, » emezan. Respong a reas e oa se he c'hoant e gwirionez. Hag e c'hourvezas war hanter war eur gwele-diskuisa. Diarmuid a azezas en eur gador-vrec'h dero, hag a stegas gant e zanevell :

« E Uachtar Ard eo ez oun ganet Itron, hag ez oun bet savet. Eun nozvez e kuitais ti va zad ha va mamm, ha yao etrezek kér. O vont gant va hent ec'h en em gavis gant mignoned. En em zdut a ris ganto ha c'hoari ar c'chartou betek ma voen deuet dreo-kenan.

Boulc'het-brao oa an noz, pa gomeris hent an distro. Bez' e oa eun hent-treuz hag a dremene dre gichen ar vered goz. Biskoaz n'am bije heuliet an hent-se parnevet n'amboa evet kement all. Al « lambig » avat am lakaet da veza taer, ha dre eno eo e kerzis war-du ar gér hep tammi enkrez ehet. Pa voen degouezet e-kichen ar vered goz, e klevis eur vouez a-greiz an denvalijenn, hag a lavare : « Skarz d'in va dant. Seiz vloaz 'zo n'eo ket bet graet. » Truez am boe ouz an hini a gomze, rak kasaus eo kaout eur sklisenn en e zant. O veza ma edon abafet gant an evaj, ne oujen ket piou a gomze evelse, ha ne daolis ket cvez ouz al lec'h ma edon. Dre se e lakis va dourn em godell hag e tennis anezi eun tach-houarn-kezeg, a dalveze d'in da skarza va c'horn-butun. Hag e lavaris : « Detis aman, piou benak ez out hag e skarzin d'it da zant. » « — Ne c'hellan ket dont d'az kaout, eme ar votiez, met deus davedoun d'am diboaania. N'az' pez ket aon. » « — Emaoun o tont, mardouen ! emeve. » Hag en eur lakaat eun dourn war ar voger, e lammis er vered Petra 'welis ; nemet eun den mentet-uhel, gant eur vantell ruz, en e sav ouz traon eur wezenn vras ! « Tosta c'hoaz, emezan, laka da viz em genou, tap krog er sklisenn a zo dindan va c'hildant, ha sach warni ma c'hellez. » Aon bras a grogas ennou, hag e savas warnou c'houezenn ar spont. D'ar choulz-sé am bije roet va feadra evit beza er-maez eus ar vered, war an



Pep maouez he devoa en he dourn eur gour-gleze du...

hent. Met ne oa tu ebet d'en em sacha. Hag e tostais c'hoaz. Digeri a reas e c'henou ken bras, ima kredis edo o vont d'am lenka korf hag ene. Pep hini eus e zentlagad en devoa eun hanter trcatad a hirder, ha ken lemm oa hag eur minaoued kere. Gwell e vije bet ganen lakaat va dourn e geol cul loen gouez eget er gennou skrijus sc.

Sevel a reas an Itron he dourn : « Kaer eo da gontadenn, emezi. N'eo ket eur gontadenn evel a glever bemdez. Arabat eo mont larkoc'h, ken na vez va mignoned aman. Kerkent e stagas he muzel-lou ouz eur c'houitell, hag e reas eur c'houitelladenn. Eun nebeud munutennou goude e tigoras er voger eun nor n'en devoa ket Diarmuid taolet evez outi betek neuze. Dont a reas tre daouzek den, hag e-kichen pep den e oa eur wreg yaouank. Gwisket pinyidik oant holl. Dilhad

aour a oa ganto. Pep gwaz a oa eur c'hleze a-istribilh ouz e gostez, ha pep maouez he devoa en he dourn eur gogleze du. Hep ranna ger, ec'h azezjont war ar c'hadoriou hag e selljont ouz Diarmuid Mac an Ulltaigh. « Stag en-dro gant da gontadenn, eme an Itron. Martez e talvez gwell ar penn kenta eget an hini diweza. Dibun-hi adarre, m'he c'hlevo va mignoned d'o zro. »

Diarmuid a gendalc'has evelhen : « Dastum a ris va holl nerz; lakaat a ris va dourn dehou en e c'henou; ha prim e tapis krog er sklisenn a oa dindan ar c'hildant. Met a-véc'h n'am boe graet se, ma laoskas eur yudadenn evel n'eus ket bet klevet, d'am meno abaoe krouidigez ar bed. War an taol e savas en o sav holl anaon ar vered goz. Souza a ris va-unan dirak ar ramz, ha sellout endro

d'in. Ar pez a welis, den n'en deus gwelet betek hizio.

Sklerijennet oa ar veted evel gant bannou an heol da greisteiz. Gwelout a ris a zioc'h va fenn al loar hag an heol. A-gantou e welis tud varo gwisket gant linseliou gwenn. Kredi a ris e oa deuet fin ar bed hag e save ar re varo evit ar Varn ziweza. Ne oa ket, avat. Diroll a rajont holl da c'hoarzin ha da stlakal o daouarn. Neuze « Skarz-d'in-va-dant » a gasas e zourn d'e c'henou hag a c'houittelas. Ken prim hag cul luc'hedenn oa aet ar re varo da guzat adarre dindan an douar. An heol hag al loar, d'o zro a yeas diwar wel, hag ec'h en em gavis a-nevez va-unan dirak « Skarz-d'in-va-dant ». «— Mat ec'h eus graet da labour, emezan ; eur skilisenn am boa dindan vadant abaoe seis vloaz, ha ne oan ket goustest a-raok m'out deuet, da gaout den d'am dizober anezzi. Eur gopt a zo dleet d'it. Met ne vo ket roet d'it er bed-man. Koulskouide e roan d'it va ger e vezig digollet gotide da varo. Strolladou re varo ac'h eus gwelet. Deus ganen, ma tiskouzcin d'it chomlec'h an dud fallakr. »

N'am boa tam'm c'hoant ebet da welout al lec'h-se, ha n'edon ket em bleud o vezza sachet da heul cur seurt hencher. Met, a-raok ma c'hellis ranna ger, c'skoaz teir gwech an douar gant e droad ; digeri a reas an douar dindan hon treid, ha setu ni o tiskenn. Ober a rajomp hent evelse eur pennadig, hag e tegouezjomp warribl eul lenn bras. Met, e-lec'h dour e oa leun a dan. Miliadou ha miliadou a dud a welis e-kreiz ar flammou-tan, chadennou ouz o eren. Youc'hal a raent, ken bras oa o foaniou. Truez am boa outo, nemet ne gredis ranna ger. Va c'has a reas neuze war tibl eul lenn all, hag e lavaras d'in : « Setu ar Purgator. » Sellout a ris en dounder dindan va zreid, ha gwelout eur strollad niverus a dud speget ouz o gweleout. Hag e pep gwele e oa tan ruz. Yudal dal a rae an dud-se, ken kriz oa o foaniou. Neuze am c'hasas d'eur gompezeun vrás, hag e tiskouezas d'in eur strollad all a dud. Eskell o devoa, nemet e oant torret hag holl, berniet ha kemnesket ; e kunudent, ma oa eun druez. « Ar reman, emezan eo an aelez a zo bet s'lapet eus an nenv, dre ma edont en em sa-

vet a-enep an Aotrou Dout. » Va c'has a reas war lez au hent. Kamig-digamm oa ha striz. « An hent a gas d'an név eo hennez, emezan d'in. Den avat ne c'hell lakaat e droad warnan a-raok e varo. Eun ael a zo ouz e zivall, en e zourn eur c'hlezze entanet. « — Breman, emezan am eus eun ali da rei d'it : tec'h hiviziken diouz ar c'hoari, an evaj, hag ar vignoned fall anez emeaer en Ifern ouz da c'hortoz. Ne c'hellan ket komz ouzit muioc'h. Ne c'hellin ket ben ober a-raok sez vloaz aman. Distro a greiz an noz d'ar vered goz man. Degas ganez da dach-houarn-kezeg. Dis-trei a riu d'az kaout. »

Neuze e kouezas eur goutmoullenn war va daoulagad. Mont a ris doun em c'housk. Pa zilumis, edon e-kichen mojer goz ar vered. Edø an deiz o sevel, an alc'houeder o pignat en oabl, e vousz o krenn. O vont da bara edo an heol, pa erruis e ti va zad. Kounnaret-holl e oa, rebechou a reas d'in ha skei a reas kalet ganen. Hag e lavaras d'in sach'a prim va skasou ganen, hep distrei biken d'e di, biken a-hea va buhez. Sktuiz oan, sktuiz-divi, ha klanv. Kerkent ha ma voen war sav, e kuitais ar gér hag en em lakais en hent da zont d'ho kaout. Setu va c'hortadenn. Met m'am eus an eurvad da veza gancoc'h warc'hoaz da noz, e kontin d'eo'h eun all. »

Neuze e stagas unan eus ar wazed da gomz : « War c'had e vezimp holl a-chanout warc'hoaz da noz. » Hag e sav-jont en o sav. Au nor er voger a gostez a zigoras, hag holl ez ajont er-maez evel ma oant deuet, eur vaouez yaouank e-kichen pep gwaz. Kerkent ha m'o devoe kiniadet, e lakaas an Itron dirak Diarmuid eun d'aoù sammet mat. Bez 'e oa warni kig bioc'h, ha kig danvad, bara amann, hag eur picherad gwin. Diarmuid a zebras, ne evas avat takenn win ebet. Neuze e teuas ar porzier d'c gas d'eur gambr all. Eur gwele bouk a oa enni. Gourvez a reas, ha kousket, betek an-tronoz. Pa voe, dihun, ar porzier a zegasas d'ezan da zebri. Ne welas nag an Itron na hini eus he mignonned, daoust ma oa chomet da strani e-kichen an ti ha tro-war-dro.

M. KERFRÔUDENN.

Mengleuzierien a ziavaez-bro E KERNE

Er bloaz 1777 e yeas Jean-Guillaume Hamaide, eur faouter mein-c'hlas eus Fumay, da soudard e rejimant Bassigny-Infanterie kazarnet neuze e Mézières.

D'ar 6 a viz chouevrer 1778 ec'h anzavas Loez XVI, roue Bro-C'hall, gouarnmant nevez Stadou Unanet an Amerik hag e tisklerias ar brezel da Vro-Saoz.

Urz a voe roet neuze da rejimant Bassigny-Infanterie da vont d'an Normandi, e-lec'h m'edod o voda eun niver bras a soudarded evit ober eun esa da zouara ganto e Breiz-Veur. Met eun urz-all a zeusas dizale hag, e lec'h chom en Normandi, e rankas ar rejimant kerzout da Vrest. Darn eus ar soudarded a voe lakaet war listri ar roue ha darn-all a voe dale'het er gér-se d'ober labouriou bras er porz ha tro-war-dro. Daou c'hat seiz soudard warnugent ha c'houec'h ofiser a savas war vourz ar « Bourgogne » hag ar « Scipion », daou lestr eus skrouadrenn ar Marc'heg de Beausset. Ilouman a oa eul lodenn eus an arme-a-vor renet gant d'Estaing a glaskas sailha war Jibraltar ha kemerout ar gér-se. Ne zeus ket a-benn eus he zaol hag e rankas distrei da Vrest, d'an 3 a viz genver 1781.

*

D'ar mare-se moarvat ec'h echuas Jean-Guillaume Hamaide e amzer-soudard hag en devoe autre da vont d'ar gér. E lec'h distrei da Fumay e yeas da Bleiben hag e timezas eno da Elisabeth Biard, eur vaouez eus e vro. Ilouman a oa intavez Nicolas Waslet, eur faouter mein-c'hlas eus Fumay, deuet da chom er vro-man war-dro an hevelep mare hag a oa maro d'an oad a bemp bloaz ha tregont, e Meilh-ar-Wern, d'an 2 a viz gwengolo 1780.

Da Di-ar-Vur, e parrez Pleiben, e yeas Jean-Guillaume Hamaide da chom gant e wreg, hag eno e teuas er bed o bugelkenta : Michel-Romain Hamet, hervez e skridbadiziant. Dizale ec'h en em zastumus e Ti-ar-Vur eun toullad mengleuzierien-all eus Bro-Arden. Er bloaz 1782 e kaved eno Noel Waslet, kenderv Nicolas ha pried Elisabeth Gaty ; Martin Waslet,

breur Noel, ha Catherine Després, e wreg ; Joseph Collet ha Catherine Waslet, e wreg ; Antoine Bouchy hag e bried, Marie-Josèphe Pruniau. Ar re-man o devoa eur mab ha teir merc'h : Albertine, eureujet er bloaz 1782 da Nicolas Parlier, eus Reims ; Catherine, dimezet er memes bloaz da Jean-Baptiste Lefèvre, eus Fumay ; ha Marie-Cécile deuet diwezatoc'h da yeza gwreg Lambert Collet.

An dud-se holl, nemet Nicolas Parlier, ginidik eus Reims, a oa eus Fumay pe eus Haybes.

Perak o devoa kuitaet a re-ze o bro e-vit dont da Gerne ? Hervez ar pez am eus lennet diwar o fenn, n'e ket an dieuez eo a reas d'ezo dont da glask fred dre aman. War a leverer e yee mat al labour en-dro e mengleuziou Trou-Chenay, Sanchez-Barba, Rochettes, Sant-Josef, Sant-Jorj, Maucousie pe Sant-Rok, ar Reidremenet, an Dervenn Deo ha Santez-Anna, tro-war-dro da Fumay ha da Haybes, e-lec'h ma c'houenned aotre da zigetti c'hoaz mengleuziou-all.

Deuet e oant dre aman da glask o chans ha da zeski da faouterien hor bro eun doare welloc'h eget an hini implijet ganto betek neuze da daiha ar vein-c'hlas. Kement-se a lennomp e leor Limon, « Usages et règlements locaux en vigueur dans le département du Finistère », moulet e Kemper er bloaz 1852. El leor-se e reer Parizianed eus ar vengleuzieren deuet eus Fumay, ha setu perak moarvat eo bet anvet eur seurt mein-c'hlas a zo bet digaset ganto ar stumm anezo er vro-man : mein parizian.

Kavet o devoa Hamaide hag e genseurted, e Kerne, eur vro o tenna kalz d'ho hini. Ar Ster Aon, etre Meilh-ar-Wern ha Kastell-Nevez-ar-Faou ha pelloc'h c'hoaz a zo o kammigella, didrouz ha kaer-dispar, e goueled ar stankenn, re-bar d'ar ster Meuse etre Haybes ha Joigny. Koaddet eo an tollead-man eus Kerne evel an takad-se eus Bro-Arden. Gwez dero ha gwez fao a weler o tiskoacha epad ar miziou goany, a bep tu d'an diou ster ; eus a-douez ar vuloc'henn vintin ledet evel

eur mor e deon an traoniennou hag ar c'hamboulennou. Diouz an nevez-amzer hag an hanv, o glanniou a zo seder ha fresk gant ar c'hlavez, ha, pa zeu an diskar-amzer, ar rozieier a zo oc'h hed a douriou a weler livet e moug gant kleirigou ar brug.

Kavet o devoa ouspenn an divrodi-se e Kerne mangleuziou mein-c'hlas, henvel-mil ouz a re a oa neuze en o bro. Abaoe pell-amzer e oa brudet mein-dj ar vroman e lec'h-all, rak er bloaz 1526 fabrijen Sant-Maclou, e Rouen, o devoa prenet e Sant-Wazeg ar vein o devoa czomm evit toi o iliz.

Eiz mangleuz ha tregont a zo bet labour enno war eun dro a-hed ar Ster Aon, e Meilh-ar-Vern, Kastellin, Lopereg, Sant-Kouli, Loter, Pleiben, Goezeg, Lennon, Speied, Moc'htre, ar Chastell-Nevez ha Sant-Wazeg.

Hamaide hag e genvroiz a oa o chom e Ti-ar-Vur, tostik awalc'h da vngleuziou ar Feuteunigou, Marroz ha Pont-Koblant. Gant kirri e veze kaset ar vein-do da Veill-ar-Wern hag ac'harie ez eent dre vor da berzier-all Breiz pe da re Vro-Saoz.

Hamaide ne chomas ket atao war ar vicher mangleuzier. Er bloaz 1806 e oa archer e Pont-e-Kroaz ha war rollou an archerien e reer Hamet anezan. Miret eo bet an ano-sc abaoe gant e vugale hag e vu-

gale vihan.

Ilenvel awalc'h e c'hoarvezas gant a-noiou e genseurted. Waslet a zeus da veza Voachelet, Wasley, Vazele ha Vazele. (An ano diweza-man "a zo bet roct gant Jakez Riou d'eur plac'h yaoutank eus Loter, « Mari Vazele » ; en e gontadenn, Gouel ar Sakramant).

Lefèvre a voe graet Le Feuvre hag ar Feuvr anezan ha Bouchy a zeus da veza Bouché. Daou vab Antoine Bouchy, François ha Jean-Hubert a yeas da zer-c'hel kenwerz da Rostrenen hag a reas o mad eno.

Niverus eo c'hoaz bugale vihan ar vngleuzierien-se a zeus eus Fumay ha Haybes. Brezonekaet eo bet an darn vrasa anezo ha breman int skignet dre bevar c'horn hor bro, e Brest, Loter, Goezeg, Pleiben, ar Chastell-Nevez, Kleden-Poc'h, Karaez, Pontivi, Gwened, Kemper ha Roazon.

Malz anezo, er bloaz 1914, a yeas da vervel da Vro-Arden, kavell o zud koz, gant eun niver bras eus hor c'henvroiz. Ha war hiniennou eus ar c'hoazion gwenn savet du-ze war o beziou, en dro d'ar c'halvar a zo bet kaset di eus an Trehou, e c'heller lenn anoiou evel heman : « Per Collet, serjant en 19vet rejimant war droad, lazet war an dachenn-brezel ».

Yeu Ar GO.

Danvez Kenstrivadegou Bleun-Brug 1943

I. KENSTRIVADEG AN DISPLEGEREZ EVIT AR VUGALE. Savet gant ar Bleun-Brug hag O LO LE.

A. Evit ar vugale etre 6 ha 9 vloaz :
KANAOUENN AN ALCHOUEDER, P. 35 el levr « Me a zesk brezoneg »

B. Evit ar vugale etre 9 ha 12 vloaz :
AN DAOU VAOUT, P. 52 (Me a zesk brezoneg).

C. Evit ar vugale etre 12 ha 15 vloaz :
AR PISTRAKED BIHAN P. 62 (Me a zesk brezonég)

II. KENSTRIVADEG AR PREZEGEREZ

Grit eur brezegenn a deir bajenn évit diskouez pebez talvoudegez, e pép doaré, en deus ar brezoneg, en amzer-man, ha diskouezit n'eus nemet an dud dizesketa a zo er yro oc'h ober fae warnan.

Ar genstrivadeg man a zo digor etre an holl baotred ha merc'hed etre 16 hag 20 vloaz.

III. KENSTRIVADEG AR C'HAN. KANERIEN A-UNANOU.

Ar re o deus eur vouez soprano o devezo da zéski : Kinnigomp holl ar sakrifis, Niv. 88 e kantikou nevez Eskopti Kemper ha Leon.

Ar re o deus eur vouez alto o devezo da zéski : O Mamm a garante, Niv. 83. Ar re o deus eur vouez tenor o devezo da zéski : Eun deiz Jezuz a welas, Niv. 130 ; ar re o deus eur vouez izel o devezo da zéski : Bannielou Lambaol, kanaouennou Bleun-Brug 1930.

KANERIEN A-STROLLADOU :

- I. Alan al Louarn (Kan Bleun-Brug 1922, 2 vouez henvel.)
- II. Hirvoudou, 2 vouez henvel.
- III. Ezomm a Vari, an A. Mayet (Kan Bleun-Brug 1922, teir' mouez)
- IV. Loezak, an A. Mayet, (Kan Bleun-Brug 1922, peder mouez)

Goulenn al levr Kanaouennou-se (Bleun-Brug 1922) Priz : 10 lur, ouz René Feiz ha Breiz, Sigrac.

KANOMP BREZONEG

Alies a-walch e c'houlenner ouzimp embann soniou ha gweriou brezonek. Hiviziken, hol lennerien ha lennerized a gavo war Feiz ha Breiz eur zon pe ziou.

Gant Nedelec eo deuet ar zonj d'ezomp eus EUL LUSKELLEREZ, bet embannet gwechall war Soniou Feiz ha Breiz ha was Kanaouennou ar Bleun-Brug, savet gant Marianna Abgrall, hag a zo dudius kenan evit luskallat ar vugaligou.

Kement mamm breizek a zo a vez laouen o kana Toutouig la la, e tal kavell he bugel.



“Toutouig la la, va mabig !”

couplet

Tou-tou-ik la la va ma-big Tou-tou-ik la la Da,
 vamm a zo a-mañ koantig Ouz da lus-kel-lat mi-gno-nig
 Tou-tou-ig la la va ma-big Tou-tou-ik la la

DISKAN

- | | |
|---|---|
| Toutouig la la, va mabig.
Toutouig la la ! | En deiz all e ouele katzig,
Hag hirio e c'hoarz da vammig. |
| 1 | 4 |
| Da vamm a zo aman, koantik,
Ouz da luskallat, mignonig : | Toutouig, la la, ta paourik,
Poent eo serri da lugadig. |
| 2 | 5 |
| Da vamm a zo aman, oanig,
D'it-te o kana he sonig. | Toutouig la la, bihanig,
Ret eo diskuita da bennig. |
| | 6 |
| | 7 |
| | 8 |

LAERADENN TAD KOZ MAI

« — Mai, va merc'hedig kaez, debr buan da yodig ta, ken mat all ha m'eo'... N'az peus tamm naon ebet ?... Neuze vat ez an da rei d'it al lotzou-mañ a zegaso naon d'it... Jezuz benniget, arabad mouza evelse, ha lez tad-koz da ober war da dro, pe ma ne sentes ket, ar Mabig Jezuz ne deuio ket en noz-mañ da zegas d'it da galanna...

... Ya, ya, Mai vihan, Nedeleg eo fenoz ! Bremaik e klevi kleier ar Pellgent, o seni laouen ! En iliz ez eus eur c'hraou kempennet brao, gant eur Wer'hez Vari hag eur Sant Jozef bras, bras evelhen ; en dro d'ezo loened : an ejen, an azen, an derved, o tommia ar Mabig Jezuz.

— Tad-koz, me m'eus c'hoant gwelet ar Mabig Jezuz !.

— Kêvez vihan, re yen eo ! klev an avel o yudal... Re glanv out, va merc'higine, ha gant douarn ken tomm ha da re. fall, fall e vije mont er maez en abardaez-mañ...

— Ar Mabig Jezuz, tad-koz, am eus c'hoant gwelet ! Me z' aio ganez d'an iliz !

An tad-koz, gwall nec'het ha doaniet a nac'h gant e Benn. Ha neuze, Mai a ra eur vouzadenn hag en he daoulagad e lenner eur c'hlac'h vras. Petra Ober ? Petra respont d'ar paourkézig klanv a eiz vloaz ? Olier goz he c'har kement, hag e gwirionez, penaos n'her grafe ket, rak c'hrouadur-se, merc'h e verc'h, eo e holl garantez. N'en deus nemeti ken war an dotuar. Barba, e hini goz, a zo aet d'ar bed all bloavezouzo, ha Seza, mamm Mai, act ives d'hc zio warlec'h he gwaz lazet en hanv tremen, en eur ziskar eur wezenn-zero.

Hag ar paourkez Olier a zo chomet e unan penn gant an hini vihan ! Setu hi breman klanv ives... Evelato ne nijo ket d'an nenv c'hoaz, rak e Vai eo levez, heol e gozni...

Tad-koz a groaz e zaouarn kalet ha krennidig evit gervel sikour an nenv, sikour an hini a deu war an dotuar en noz-mañ : Salver ar Bed...

... Ar verc'hig he deus doare da veza kousket !..

Neuze Olier a jak e vantell ha, didrouz gant aon dihuna Mai, e ya er maez...

Ha buan, buan, setu hen o redek warzu an iliz-parrez... Tenval ha goullo eo an iliz. Eun eur a zo c'hoaz araok ar Pellgent !

Teir... pemp minutenn...

Tad-koz a deu en dro, ha doare en deus da zougen eun dra bennag evel ma rafe eur vannm gant he bugel kousket.

Enkrez a zo warnan ha pellaat a ra eus an iliz gant henn...

**

Ar c'hlieier a c'halv ar gristenien d'ar Pellgent ! Hanter-noz... Ar Christ a zo ganet ! Deuit d'e azeuli...

Hanter-noz, ar c'hlieier a emball d'ar bed a-bez eo ganet E Zalver ; ha Tina ar glocherez en dra ma ya ar c'han en dro, a denn ar gouel a oa laket dirak ar c'hraou Met, sabatuet eo o welet goullo an tamplouz a zo etre ar Wer'hez ha Sant Josef ?... Ar Mabig Jezuz n'ema ket aze ? Daoust ha dizonjet he defe d'e lakaat !

Koulskoude, hi, Tina hag a ra Kraou Nedeleg en iliz-parrez, ugant vloaz a zo n'he dije ket graet eur seurt mank !

Ken sabatuet eo, ma ne glev ket ken ar c'han, nag an ograou ! Ha mont a ra d'ar sekreteri da welet ma n'eo ket chomet ar Mabig Jezuz en armel ma vez laket eus ar Chadelour da Nedeleg traou ar C'Hraou... Nann, goullo eo an armel !

Ar Mabig Jezuz a vefe bet laeret ?

Ar paourkez Tina ne oar ken war be du trei, ha war he meno, an Aotrou Person ne ya ket buan a-walc'h gant e oremusou... An trede oferenn a dosta ouz ar fin.

« Deo gratias » a lavar Tina, gant eun huanadenn, ha buan e ya d'ar sekreteri...

« — Aotrou Person, emezi, setu aman eur gwall-daoi avat...

— Petra zo 'ta Tina gaez ?

— Ar Mabig Jezuz a zo bet laeret !

— Petra livir ?

— Ya, Aotrou Person, it da welet, n'ema ket ken er c'hraou !

Ha Tina a zell a-gorn ouz ar gurusted.



Mabig Jezuz ar C'hraou a oa etre daouarn Mai...

— Unan ac'hanoec'h eo en deus c'hoariet an dro zivalo-se d'in...

An tri baotr a nac'h, ha Jeffig an hini yaouanka a c'hoarz...

— Te eo, eme Dina ! Alo, lavar d'in e pelec'h ema pe ez i d'an ifern !

Met, setu ma zigor gouestadig dor ar sekreteri. Olier goz eo.

— Aotrou Person, emezan, deuit buan du-man !

— Eur gwalleur a zo digouezet, Olier ?

— Nann, a drugare Doue ! met deuit me ho ped !

An Aotrou Person, a ya da heul an hini koz.

... War he gwele bihan, Mai a ziskuiz, eur mouse'hoarz war he muzellou, mousc'hoarz eun aëlig koant !

Doare he deus da ober eur c'haer a hunvre... Met, petra zo 'ta etre he divrec'h ? Eur verc'hodein ? Nanin, met... Mabig Jezuz ar C'hraou !

— Aotrou Person, eme Olier, e vouez o krena, m'ho pije gwelet levez va mér-c'hig vihan pa wclas ar Mabig Jezuz o tigotezout en ti !... E vije bet er Baradoz, ne vije ket bet eurusoc'h... Met pardonit d'in, Aotrou Person m'am eis graet ar pech'ed-se : lemmel ar Mabig Jezuz eus e gavell... Sionaz, ken klanv e oa ar gaezez vihan-se ha ken bras e oa he c'hoarz gwelet en noz-man ar Mabig Jezuz... m'am eus... ya, gwelet a rit... »

Hag an tad-koz a zell ouz Mai kousket mik. He douarn n'int ket ken tomm ! Ne basa ket ken... Hag hep trouz, gant aon da, finval re, an daou zen a dent a-dre divrec'h ar bugel, Mabig Jezuz an iliz...

Pa zihunas, Mai a c'houennas e pelec'h e oa aet ar Mabig Jezuz :

— Nijet eo d'ar Baradoz, Tad koz ?

— Ya, eme Olier, nijet eo d'ar Baradoz. »

Ha pa deuas ar medisin, hemnan a jomas souezet bras o welet pebez gwellaenn a oa deuet e yec'hed ar plac'hig..

Flouman, a lavaras d'lie zad-koz, er betre-sc, kel laouen ha tra :

— Ar Mabig Jezuz en deus va fairet !... Naon am eus !. »

R. Leborgne hag Herri Caouissin.

LAKIT HOCH ANO E

Kenvreuriez ar Brezoneg eskopti Kemper ha Leon


savet d'ar 27 viz gouere 1942 dre urz an Aotrou 'n Eskob Duparc, evit harpa en hor Breiz yez hon Tadou ha yez hor Zent koz.

KENVREURIEZ AR BREZONEG a ray SUL AR BREZONEG e holl barreziou an Eskopti, an eil goude eben, evit rei tro d'an dud da anaout gwelloc'h ha da garout muioec'h yez

koz o bro.

Evit kement a zell ouz ar Genvreuriez, skriva d'an Aotrou Guivarc'h, aluzenner skol Sant Sebastian Lanurvan (Saint Urbain) dre Landerne.

Ar skodenn bloaveziek a zo 20 lur d'an nebeuta.



PAJENN

AIR MESTR-SKOIL

Eur gerig araok staga.

Mistri ha mestrezed-skol, klevit ar c'hehou mat : Er bajenn-mañ, « Feiz ha Breiz » a zesk d'eoc'h penaos ober skol vrezonek d'ho pugale. Evit-se, ec'h en em harpimp war al levr savet a-ratoz kaer evidoc'h : « Me a zesk brezoneg ». (1)

Gant eun tammig bolontez vat, hag eun nebeut karantez vro er galon, e vez a estre ober labour vat. Santez Anna, Mammgoz Breiz ho tigollo ha sant Erwan garnimp ho sikouro. Bech d'al labour eta ha betek penn !

Krogomp breman.

Da genta penn, deskomp d'hor skolidi lenn mat ar brezoneg. Netra aesoc'h gant « Me a zesk brezoneg ». An riwec'h kentel genta a zo bet savet evit-se dreist holl. Studiom piz, an eil warlec'h eben, an holl genteliou-se. Lakaomp ar vugale d'o lenn kalz, da genta, war ho lerc'h, da c'houde pep hini d'e dro, hag erfin holl asamblez, betek ma teuio ganto pep ger dinoc'h ha distageil. Goude ma vezint bet desket mat, zoken, distroit warno allies.

Ne gredan ket e veze netra re zies et c'hehou kenta-se, evit mirout ouzoc'h da vont war raok. Kavout a reot talvoudegez ar geriou na gomprenit kel, er geriadur e penn diweza al levr. Setu aman, eun nebeud geriou, hag a zo bet ankounac'haet o lakaat er geriadur (vocabul.)

(Pajenn 2) : glaoiou : des pluies — goulaoui : éclairer — paoiou : des pattes — Louzaoui : panser — braogou : bijoux.

(Pajenn 3) : Aviel : évangile — lieha : couvrir d'un lingue.

(Pajenn 4) : toer : ouvreur — drez : ronces — louzeler : mauvaises herbes.

(Pajenn 5) : balan : genêt — leanez : religieuse — rouanez : reine — labostol : apôtre.

(Pajenn 6) : paeron : parrain, patron — maeronez : marraine, patronne — Anaon : âmes des trépassés.

(Paj. 7) : Niv. 19 : e zremm : sa figure.

(Paj. 8) : irvin : navet — binim : venin — va zintin, va moereb : ma tante.

(Paj. 9) : heha : afné — ebeulez : pouliche.

(Paj. 10) : troc'h, trouc'h : coupe. — Ar voue'hal : la hache.

(Paj. 11) : Ar giez : la chienne — Ar gigerez : la boucherie, la bouchère — fornigell fourneau — magerez : nourrice — Ar gevinden : faraignée.

1 « Me a zesk brezoneg », evil her c'hanut, skriva da : V. Seitz, dir. Ecote Ste-Barbe Roscoff C. C. p. 417.04 Rennes

(Paj. 12) : mezuš : honteux — druz : gras. garz : haie.

(Paj. 13) : Nesa : prochain — Ar souezusa : le plus étonnant — e'houesa : flairer — disheol : ombre. — touz : ras, tondu.

(Paj. 14) : brug : bruyère — salver : sauveur.

(Paj. 15) : pilhou : chiffons — kilhou : quilles — grilhed : des grillons — bellha : veiller — puith, a-buith : abondant — pillig : poète — hillig : chatouillement — dillo : vite — truilhou : haillons — kutulh : cucillir — haillhon : gamin.

(Paj. 16) : Yun : jeûne — yeot, geot : hérbe. — yenn, genn : coin — yaou-gamblid : jeudi-saint — klud : poulailler.

(Paj. 17) : gwiniz : blé — gwada : saigner

(Paj. 18) : eur goulmig : une petite colombe — e tourner ar gwiniz du : on bat le blé noir — gwelien : lavure — ar wiz : la truie.

(Paj. 19) : Biñs : vis — knuñ : doux.

(Paj. 20) : kany : deuil — lenva : pleurer — bteuniv : fleurs — gwenvi : se faner. kcenvet : enflé.

(Paj. 21) : rust : sévère — diskibl : disciple — dispiega : déplier, raconter — stlepel : jeter — strakadeg daouarn : applaudissements.

Ar c'hehou pouezusa

Kenteliou a zo, hag a vo mat pôueza manioc'h warno. Setu aman :

Kentel 1 — Boazomp mat ar vugale da zistaga fraez al liesvogalennou-se (diphthongues). Diwallomp ouz ai : a-i ; o-i : o-i.

Ar geriou-mañ : glao-iou, loa-iou, daouarn, bro-iou, pao-iou, tao-iou, n'ez eus enno nemet diou silabenn hepken.

Mar demaoc'h e Kerne pe Treger, diskozeut d'ar vugale e vez lavaret : atô, glo, tol, Pol, ôtrou, e-lec'h : atao, glao, taol, Paol, aotrou.

Kentel 4. Diskouezomp aman d'ar vugale, ar c'hemmi a zo etre AN : tan (feu) ; (a nasal long, la lettre n n'est que légèrement sentie). ANN : nann' (non) (a nasal brief ; la lettre n est fortement sentie).

Kement-all a c'heller da laravout diwan benn on hag onn, en hag enn er c'hehou kenteliou 5 ha 6 : ton (air), tonn (vague), den (homme), penn (tête).

KENTEL 9. Houmañ a zo da veža studiet piz, hag eun dra ret e vez distrei warni allies goude ma vez bet desket.

KENTEL 10. Gant GE ha GI, ar vugale a gavo eun diester gwirion en abeg d'ar galleg, en deus desket d'ezo distaga JE, JI. Buan, avat, e teuint da laravout Ge (gue),

GI (gui). Eñ gentel eo ivez, da veža az gwelet allies.

KENTEL 12. ken diés all eo ar gentelañ d'ar bugel, rak e-lec'h laravout : bra-sa : (brassa) e lararo : braza. Deskomp d'ezan he deus atao al lizerenn s, talvoudgez daou ss, pa vez e-kreiz cur ger.

En niverenn a zeu, e lararin eur ger cus ar c'hehou a chom.

An doare-skriva

Ret eo ivez deski d'añ bugel skriva ar brezoneg. Ne vez, e gwirionez, lorzh er bugel gant e vrezoneg, nemet pa ouzo her skriva. Roomp d'ezan eta skrivadennou (dictées), unan bep sizun.

Penaos en em gemerout ? AJ lodenn I ha II, eus ar c'hehou a deski-lenn, a zo skrivadennou eus an dibab, aes awalc'h evit ar vugale goude ma vezont bet studiet. Ar vugale vihana, a c'hellfe skriva zoken ar pennadou-se, en eur sellout ouz o levr.

Boaza ar vugale da glevout brezoneg

N'eo ket awalc'h deski d'ar bugel lenn ha skriva brezoneg, ret mat eo ivez, boaza e ziskouarn da glevout brezoneg. Evit se, netra gwelloc'h eget lenn d'ezan istoriou plijadurus. Pep kentel vrezonek, m'o deus ar vugale labour mat, a c'hellfe e-chui gant eur pennad istor tennet eus « Korn an oaled », eul levr kontadennou du-diis, hag a c'hello beza kavet da brena e « Librairie de Bretagne », 11 quai de Chateaubriant, Roazon.

Lennit hoc'h unan an istoriou-se, pe la-kit ar gwella eus ho pugale d'o lenn a vouez uhel d'ar re-all.

Mistri ha mestrezed-skol, gouennit rak-tal, eur c'houmanant da « Feiz ha Breiz », evit ma c'hellot lenn aman bep tro, ar c'hehou talvoudus a roimp d'eoc'h war an doare da zeski brezoneg d'ho pugale.

Ar Skolaer.

D'ar skol evit deski brezoneg

Eur sonig hag a vije brao da gana
araok ar skol vrezonek

War don : « DALC'H SONJ... »

D'ar skol evit deski brezoneg yac'h

Sounn hor penn, laouen e kerzomp.

Brezoneg eo yez kement pôtr ha plac'h

A zalc'h d'e vro Vreiz eveldomp.

Haunnez eo ar yez hag a gomzas hon tud,

Yez an Argoat ha yez an Arvor,

Yez ar Varzed koz o deus kement a vrud,

Yez karet ar feiz hag an enor.

II

Bretoned ni chom, atao, e pep lec'h,

Mennet start ha « Pennou kalet »,

Kalonek ivez, ha nerzus hor brec'h ;

Gwelloc'h tud ne vije kavet.

Daou c'her-stur a lintr war hor banniel er-vann :

« Feiz » ar c'hesta, o tenzor dispar !

« Breiz » egile, didrec'h e kreiz an emgann,

Nann biken ne welimp an diskar.

S. B.

“ An Eost ”

Leñnet hoñ eus gant plijadur, niverenn genta an Eost, kannad mistri ha mestrezed. Skol ar C'houarnamant e Breiz ha fiziants hon eus e vez degemeret mat gant ar re m'eo graet Eost. Dek niverenn ér

bloaz a vez e gant plijadur, ha wañ bep niverenn genta an Eost, kannad mistri ha mestrezed. Skol ar C'houarnamant e Breiz ha fiziants hon eus e vez degemeret mat gant ar re m'eo graet Eost. Dek niverenn ér

Chapeliou


ar Vro



Bodonou

e

Bro-Leon



An Tad Kyrill ar Pennec, en eul levrig a lakeas moula er bloaz 1647, war an ilizou hag ar chapeliou savet en enor d'ar Wer'hez en eskopti Leon, a lavař e oa, en e amzer, e parrez Plouzane, diou chapel en enor da Vamm Doue, unan e Loc-Maria Lanvenec hag eben e Bodonou, war lez an hent bras a ya eus Lokournan d'an Dreinded.

Chapel kenta Bodonou a zo bet savet gant Kastelled Tremazan, aotroned vrasa Bro-Leon gwechall hag e oa o zud koz gindig eus a Bont ar C'hastell, du-ze e kichen Pont an Ospital hag harp en hent a ya breman eus a Lokournan da Gonk ; int-i, iverz, betek an Dispac'h 1789 eo a anve chapolaned Bodonou hag ar re-man, peurlesa, a veze diavazezidi hag a baeē eur beleg eus ar barrez evit oferenna en o lec'h, pa veze red.

Er bloaz 1505, ar chapel-se a veze graet anezzi c'hoaz chapel Botgoueznou, (da lavaret eo Koadig Goueznou) met, gant an amzer, an ano-se a zo bet mac'hagnet hag a deus da veza Botdoñou, Bothdonnou, Bodonou ha breman Bodonou.

« Pat̄on kenta ar chapel eta, eme G. P. e Feiz ha Breiz 1928, p. 462, eo sant Goueznou, eskob Leon, hag ar skeudenn eskob koz tri c'hortoz gwelet eno ken eur chapel gaer, rak eun dizouezenn a dafpent.

An tour en deus daou veg ha gwechall e oa daou gloch' ebarz ; unan eus ar begou a zo bet diskaret gant ar gurun er bloaz 1933 ha p'eo bet adsavet ec'h ankounac'h-jod ober e doull d'an eil kloc'h.

Mogeriou ar chapel, en tu diaveaz, a zo bet skoret gant pennadou mansonerez gruet dizouezenn a-walch'.

E diabarz ar chapel e kaveř skeudenn an Itron Varia ; e maen emaň ha livet eo bet : ar Wer'hez a zoug ar Mabig Jezuz, eur zae hir gantan ha boul ar bed en e zourn ; war

ar jichenn eo bet kizellet Rod santez Katell hag ano Yvon Gilbignon, aotrou Koatenez.

Izeloc'h ez eus eur pinsin gant eur skoued bet torret gant aillhonec an Dispac'h, (teir'houadez warnan) hag eo skoued ar Garoed, aotroned Keredec, eur maner all harp e Bodonou. War ar pinsin-se ez eus iverz eur c'halur gant al lizerennou-man : Y. V. P. War jichenn eur zantez unan' bennak en deus bet ar skiant da lakat : Sant Yann ! En tu dehou emaň santez Barba, harpet war he zour ha sant Joseph, eul lilienn en e zourn.

En tu kleiz emaň ar zant Goueznou am eus lavaret ano anezan uheloc'h hag eur zant all, gwisket e manac'h hag a zo eur vaz en e zourn, eur groaz en he fenn. War gorre an aoter ez eus eur were'hez all gant an Ma-big Jezuz.

E traon ar chapel ez eus eur pinsin all gant skoued Aotroned ar C'hastell hag eur

c'halur gant al lizerennou-man : LMDIX, a venn lavaret, a gav d'in l'an mil cinq cent neuf, nemet eo bet kizellet fall a-awalc'h ai lizerenn D o verka 500.

Chapel Bodonou n'oa ket anavezet nemeur betek hen, met er bloaz 1940, eo deuet da vez ker brudet ma c'heller lavaret e teus di, da bardona, er bloavez-se, en eur ober tri miz, muioch'a dud eget ne oa deuet epad ar pemp kant vloaz a-raok.

Eur c'hard eur bale diouz ar chapel emaň miner koz Kerdec ; war an hent a ya d'e gaout ez eus eur groaz, warni skouejou unanet ar Garoed hag ar Gervorvaned ; ti brasa Kerdec a zo bet savet er XVI vet kantved ; ar nor da vont ebarz, kizellet kaer, a zoug ar skoued a zo war ar groaz ; a-dre kein ez eus eun douribell hag a vraoa e stumm.

L. D.

AN DUD DIWAR AR MAEZ

Eun diwez a zo da bep tra hag eman deuet ar mare, a gav d'in, da gloza va fennadou-skrid ha neuze, teodou abegius o deus c'hoant da lavaret em eus laket tud va farrez gwelloc'h eget ne d'int, e gwirionez : « Kristenien diwar c'horre n'int ken hag e rit sent anezo ! » setu az penaos e komzont.

« — Nann, ne ran ket sent anezo, met kristenien diwar c'horre n'int ket ! N'am eus savet mojenn ebet diwar o fenn ; ar pez am eus merket a zo gwir hag o c'ha-vet am eus em spered, e lec'h m'oant morredet ; pouonnaet eo va boutou, rak eun tamm oad am eus, met va spered, a drugarez Doue a zo chomet yac'h.

Hor zent koz, breman ez eus 1500 vloaz, o deus sanket doun ar groaz e Breiz Vihan hag o roudou a zo chomet anat er vro, abaoe, daoust da ivinou yut an amzer.

E pep parrez, kouls lavaret, eman skeudenn ar zant her savas hag ar feunteun vurzudus, eur fetunteun a zoug e ano, ano paeron ar barrez.

Em farrez koz ez eus iverz eun tamm douar, anvet atao « bali ar zant ». Douar labour a zo graet anezan, pell a zo, met ar zant a gendalch' da ziskouez eo mestre war an tachad-se, ha goude ma vefe fall an eost e lec'h all, e bali ar zant e vezobrao atao ar gwiniz ha mat ar greun. Olier goz en deus labourer an douarse, e-

pad meur a vloavez, a lavare : « Ar zant ha me a zo daou vignon ; an eil a had hag egile a laka an traou da zevel ! »

Eun tannek' oa troet Olier d'en eme veuli, met euri den eus ar c'henta oa : « Va mestr ha me, emezan eo daou ones-ta den a zo er barrez ! » Tri bloaz ha tri ugent int bet dimezet, e hini goz hag hen : « N'oa ket koantoc'h egedomp hon daou ! » a lavare ar paotr koz ; an Ankou en deus o sammet o daou, dindan c'houec'h sizun, nebeud goufe « o mestr ! ». Eur vandenn vugale a zo chomet war o lerc'h ; en o zouez e oa eul leanez hag etouez o bugale vihan ez eus iverz befeien ha leanezed. Emichans, ne vo ket graet kritenien diwar c'horre, eus ar ouenn dud-se !

Ha m'ho pije anavezet Visant ha Yon ! a-raok ar mision e oant tud, egiz eur maread kristenien vat ; ne vankont morse d'ari oferenn ; labourerien dreist war ar zizun met, amezeien dost oant hag evito da veza o daou di stag ha stag, n'en em welet ket ; ne gomzent morse an eil ouz egile ; mouzet o daou ne ouient ket perak, ne ouient ket pegeit a oa. Mat dioc'tu warlerc'h ar mision, Visant a yeas e leur an ti all ; o lakat kolo en e voitou edo Yon.

« — Kleo, 'ta, kamalad, eme Visant

— Petra 'zo 'nevez ? eme egile.

— Te 'oar perak hon eus droug an eil

ouz egile ?

— N'ouzon dare !

— Da vision az peus graet, koulz ha me ; n'en deus ket lavaret an Tad d'comp en em garet, beva e peoc'h, pardoni an eil d'egile ?

— Eo, Visant, lavaret en deus, eme Yon, dic'hoarz !

— Pokomp an eil d'egile neuze hag echu an abadenn.

Hag o daou, laouen, an dour en o daoulagad, e rejont ar peoc'h, dindan lagad Doue, dre m'o devoa selaouet komzou Doue. Abaoe n'eus ket teneroc'h mignonned egeto ; gwelloc'h da heulia an ofisou n'eus ket iveau, na d'obet vad endro d'ezo. Daoust hag unan bennak a garfe c'hoaz ober kristenjen diwar c'horre anezo ?

Lavarout a c'hellfen anō iveau eus a Janned a vāvas en he c'houezeg vloaz ha pevar ugent ; eur vaouez dibikouz oa bet en he amzer hag em beze plijadur ouz he c'hlevout o konta anō eus an amzer wechall. Ille breur a oa miliner ha, bep bloaz, e veze gwelet o tremen ebiou ditman o vont d'ar maner da baea c'houel-mikael : cun dousenn siliou a oa gantan; en eur baner, hag en e raok, e kase gand eur wialenn, daouzek houad yaouank, sa-vet gantan ; er marē-se ne veze ket graet ar paeamanchoù gant paper, met gant traou ha kement-se a oa diviz d'ar miliner.

Janned eta a oa bet mat atao da bedi Doue, met, pa oa deuet da veza koz, ne chane nui. An dud, tro-war-dro a en em erbede outi : « Janned, an hini viban a zo gantar ruzell, livrit eur bater eviti ! »

« Janned, va mamin ne fell ket d'ez i ez

afen gant Per ; livrit eun dizenez eus ho chapeled, mar plij ! »

Ha c'hoaz : « Janned, va bioc'h a zo klanv ; emaoun d'an traon, ma varv hounnez ! pedit, mar plij. »

Ha Janned, bepred laouen, a bede e-vid an eil hag egile, ha pa varve unan bennak er gordennad, Janned ne loc'he ket eus a gichen ar varv-skaon, ken e vije kerc'het ar c'horf da gas d'ar vered.

Epad an deiz, e veze he chapeled en he dour, hag en noz, en he gwele, endro d'he brec'h e veze adarre he chapeled. N'oa ano ganti nemet eus ar baradoz, penaos e vije degemeret gant Doue hag, en deiz ma varvas e lavaras fraes : « Hizio, eman deiz ar varn ! — O vont emaoch, manm'goz ? eme unan eus he faotredz yaouanka.

— Ya ! laouen », emezi.

M'am bije bet anizer, em bije laket i-ve, er bajenn-man, eur ger bennak diwarbenn pardon Rumengol, ken karet, ken brudet, ma teu tud bep bloaz di eus pevar c'horn an eskopti, war o zroad, bizar gwenn ganto, war o c'hezeg-houarn eur bod ouz ar stur, er c'hirri dre dan, gant an hent-houarn, rak an holl a oar ne 'z aer ket d'ar baradoz, diwardro a man, pa ne vezet ket bet e Rumengol hag an holl a gred e Doue hag en e varadoz ; holl hon eus c'hoant d'en em gaout eno ha da c'chedal e karfen bez a roet da glevet ez eo va c'henvroiz, kristenien vat, penn-kil-ha-troad. Eur barrez vat eo, kroaziou e pep kroaz-hent, war he douar ; en he iliz sklaer eo aes pedi.

Iliz kaer va farrez koz


Henvet mat ouz eur baradoz.

Tintin ANNA

GWENNEG AR BREZONEG



F. R ar Bleiz, Bourdell, 5 lur ; P. Philippe, Kergouner, ar Yeuch', 25 lur ; Y. Bizien, Pluzunet, 5 lur ; A. Auffret, Bazzouges du Désert, 15 lur ; J. M. Guéguen, Folgoat, 75 lur ; A. Breneot, Pouldavid, 25 lur ; A. Chauvel, Roazon, 5 lur ; J. M. Prigent, Konkerne, 75 lur ; P. Ježequel, Trémouezan, 5 lur ; Hervé Abgrall, Sant Thégonnec, 5 lur ; G. Saout, Sant Goazec, 25 lur ; Baron Pichon de Longueville, Paris, 10 lur ; Calennec, Colombes, 5 lur ; Yean ar Goff, Gouezec, 15 lur ; chaloni Bouedec, ar Faouet, 5 lur ; F. Even, Landreger, 70 lur.
A. Badoual, Sant Barnabé, 75 lur ; an A. chaloni Mear, Kastell-Paol, 25 lur.
F. Bleuzen, Hopital Larrey, Toulouse, 25 lur.



Skrivit chomlec'hiou ho liziri e brezoneg

Tamm ha tamm e teue ar c'hiz, dre Vreiz, da skrivañ, war goloioù al liziri, ar chomlec'h e brezoneg : e Breiz, den ne gave abeg, met e Pariz, tud a zo hag a oa feuket ; setu m'o deus degaset da vurecioù post Breiz an notenn-man :

« Giommeunet ez eus bet ouz ar Mereréz « gnat rener ar rann-vro petra a vije da « ober gant al liziri a zo mercet ar chomlec'h warno e brezoneg ; ret eo e lakat da

« vont en-dro d'ar c'haser, mar deo anavez-zet, pe ma n'eo ket o zeurel en tan ! »

Dirak eur seurt dismegans graet war horiez, n'or ket evit chom hep en em zifenn.

« La Bretagne » hag « Arvor » a ro urz da vignoned ar brezoneg da skrivañ, diwar vremañ, ar chomlec'hioù holl, e brezoneg ; gwelet e vo piou a vo krenfa, pe ar Vretoned pennou kalet pe ganfarter Pariz.

Unvaniez Speredel Breiz

Mennad an Unvaniez a zd labourat e Breiz hervez ar geriou-stur-man bet roet d'ar Gristenion gant tri Fab eus ar re gentan :

1o « Ober evit ma vo addiazezet pep tra e Jezuz-Krist. » (Pius X.)

2o « Lakaat da ren en dro dimp an urz hag ar justis gant an Obererez Katolik. » (Pius XI.)

3o « Klask ar peoc'h etre an dud hag ar pobloù, o karout ar reiz hag ar justis : « Ar Peoc'h dre ar Reiz. » (Pius XII.)

An Unvaniez a zo digor d'ar re a fell dezo labourat hervez o galloud, da adsavidigez ar Relijion, ar Spered hag ar Reiz e Breiz.

Labour an Unvaniez a vo dreistholl :

1^o Kas da benñ santelidigez tud an Unvaniez. Ar re-man a glasko :

a) Pedi hervez mennadou an Unvaniez :

b) sevel e kement lec'h ma vo niverus a-walch an dud enrollet, bodadegou, oferenou (gant eur brezegenn vrezonek, pa ve tu d'hen ober)... hag iveau retroué pe deveiou-retred.

2^o Moulan eur C'hannadig (8 pajenn bennak) en div yez. Klask skignan ke-laouennou, levriou, katolik o spered, e brezoneg.

3^o Klask adsevel ha lakaat da splannan e Breiz hon giziou katolik : Pardonou Kantikou, Pedennou evit ar re varo, h. a.

Evit bezan enrollet, e bleer respont war ar sollenn-asant, he sinan, hag he c'has en dro da Sekretouriezh Unvaniez Speredel Breiz, 48, rue des Salles, Guingamp, gant priz eur c'houmanant d'ar c'hannadig 20 lur, war an dimezel St-Gal de Pons, 48, rue des Salles, Guingamp. (C. C. Rennes 51.940.)

Pardon Bretoned Paris

D'ar 15 a viz du, Bretoned Pariz a yeas da bardona da iliz-veur an Itron-Varia ; 10.000 bennak e oant : ar c'harninal Suhard a oa oc'h ober ar pardon hag an Tad Mao, eun Douarnenezad, a reas ar brezegenn, e galleg hag e brezoneg, hag en eun doare helavar inerbed.

Ar wech kenta e voe moarvat klevet prezeg e brezoneg e iliz Itron-Varia Paris.

Leoriou

GEOGRAPHIE DE BRETAGNE (Moulez Lafolye-de Lamarzelle, 2, Place des Lices, Gwened).

gant aotre arc'heskopti Roazon.

Eul leor eo a c'houec'h pajenn hag hanter kant, moulet war baper teo, eul leor dreist da lakaat etre daouarn ar vugale, savet gant an A. Poisson, eun den a vicher, a gar e vro hag a oar an tu da lakaat ar re hen lenno d'her c'haret.

TEIR GANENN.

Ar sonour yaouank Jef er Penven, a zo o paouez embann e oberenn genta : Teir ganenn, Klemgan, Serr-Noz ha bizigou marenv. He c'haout a reer da brenan e Librairie de Bretagne, 17 quai Châteaubriand, Roazzen, evit 30 lur.

Diouz an oberenn vrás kenta hag al labour vat a ra e Radio-Breiz eo anat e vezô, hep dale, Jef er Penven eur mestr war ar zonerez vreizek.

Skodennou ar

Alanik al Louarn, Kemper, 25 lur ; J. Breneol, Pouldavid, 25 lur ; M. Loyan, Naoned, 25 lur ; P. Jezequel, Tremaouezan, 10 lur ; Baron Pichon de Longueville,

Evit bez Yann V, dug Breiz

P. Jezequel, Tremhouezan, 10 lur; G. Saout, Sant Goazec, 50 lur ; L. Bleunven, Gwitalmeze, 50 lur.

An A. chalonni Mear, Kastell-Paol, 25 lur.

Dastum ez eus a-benn bremen 85.000 lur evit adsevel bez Yann V ; an darn vrassa eus kérion Breiz o deus kaset o frof da Landreger ; stouezet omp bet evelato o welet ez eus diou gér, Dol ha Redon, ha

Evit leoriou hor Prizonidi

A. Daniel, Neuilly, 100 lur.
Saout, Sant Goazec, 50 lur.
Kaset hon eus a-benn goueliou Nedelec 500 Feiz ha Breiz d'ar Stalagou hag a-benn

Bleuniou an Oaled

Laouenomp kemenn deoc'h eo krésket an dud du-man : ganet zo deomp eun eil verc'h d'an 28 a viz eost. Ar baotrezig a zo bet dibabet dezi da ano : Geit Elena.

Renea hag Armand Keravel, Landeda.

Gwenola ha Rozenn-Veir Caouissin a zo laouen o kemenn d'eoc'h ginivelez o breur bihan : Youenn, ganet d'an 8 a viz du 1942, e Landerne.

Graet eo bet bugel da Zoue, e iliz St-Houardon Landerne, gant an Aotrou Per-

Pevar baotr yaouank a zouge skeudenn arc'hant an Itron Varia da ober tro an iliz ouz son ar bombad hag ar biniou ha kan ar c'hantikou brezonek.

Da gloza an dervez, person Bretoned Pariz, an A. Mauny, a drugarkeas e bar-doner, e brezeger hag iveau e genvroiz, da veza deuet ken niverus d'en em erbedi ouz an Itron Varia.

nevez

CHOARIOMP.

Daou bez-c'hari, kaer, berr hag aes da zisklaeria, unan evid ar baotred hag eun all evid ar merc'hed, Distro ar prizonier hag En em garit, setu petra o Choariomp savet evit yaouankiz kristen ar maeziou. Her goulenn ouz an Aotrou chaloni Fave, 14, leurenn sant Kaourintin, Kemper.

KANTIKOU

Kroaziadur ar zakramant meulet ra vezoz, savet e kamp Châteaubriand, pa oant pri-zoniet, o daou, gant an Tad Dorval ha V. Seité.

Kaout a reer el leorig-se pemp kantik dishenvel savet war doniou kaera Breiz, hag anavezet gant an holl.

Hiviziken pa vezoz bodet kroazidi af Zakramant, ne vezoz digarez vat ebet ken da jom heb o lakaat da gana e brezoneg.

Goulenn kantikou Kroaziadur ar Zakramant ouz an Tad Dorval, 9, Straed Dugommier, an Naoned:

Bleun-Brug

25 lur ; Yann ar Bec, Kemper, 25 lur ; An A. chalonni Mear, Kastell-Paol, 50 lur. Dr. J. M. ar Goff, Dinard, 100 lur ; L. Bleunven, Gwitalmeze, 50 lur ; Y. Oule'hén, Mérignac, 25 lur.

V, dug Breiz

n'o deus ket kavet en o yalc'h eul liard toull da gas evit diskouez o anaoudegez vat da vrasa Dug a zo bet e Breiz ha kouskoude e Dol eo e veze kurunet rouanéd Breiz hag e Redon eo e tremené Yann V an darn vrasa eus e amzer.

Ma ouesje Breiziz istor o bro, ne vije ket gwelet a skoueriou mezus evel re Rédon ha Dol !

Evit leoriou hor Prizonidi

nebeud amzer aman e kasimp d'ezzo c'hoaz pakadennou leoriou brezonek : ma 'z eus tud hag a ra fae war ar brezoneg, n'eo ket war hentchou an harlu eo e vezont kavet !

Bleuniou an Oaled

rot, René « Feiz ha Breiz », d'an 16 a viz du 1942.

Laouen e kemenn d'eoc'h Yann, Hétri, Reun, Anton, Nikol hag Alanig Jezekel o deus eur c'hoar vihan, Gwenola, deuet d'ezzo, d'an 12 a viz du 3, stract an Tregont, Roazzen.

Rozenn Fouéré a zo laouen o fein d'eoc'h kelou eus ganedigez he breur bihan : Yann. Roazzen, d'an 18 a viz du 1942. 128 Street Fougères.

GANT LEVRIOU « FEIZ HA BREIZ »

SAVIT LEVRDIOU BREIZEK EN HO PARREZIOU MAGIT SPERED HOR PRIZONIDI.

LEVRIOU MAT HA MARC'HAD MAT HA PLIJADURUS DA LENN

I. — LEVRIOU BREZONEK

CHRISTO, savet gant an A. Guillou, skeudennet gant Rene Roy, kaera levr brezonek ar XIXvet kantved 20 real.

MIZ MARI, kurunenn nevez d'ar Werch'ez, savet gant an A. Breton 10 lur.

GENOVEFA A VRABAN, savet gant Glaoda ar Prat ha skeudennet gant an dant. O. de Villers.. 20 real.

BUHEZ MIKAEL AN NOBLETZ, savet gant an A. Uguen 20 real.

KENTELIOU WAR AL LABOUR-DOUAR, gant an A. Beicot 20 real.

TELENN ARVOE, savet gant August Brizeux 20 real.

VIKTORIA KONAN A ZANT LUK, gant an A. Uguen 1 skoed.

LIZER AN HIINI MARO, gant Jakez Riou 1 skoed.

IWYZZON gwelet gant eur Vretonez.... 8 reel.

ENVORIOU EUR GAKOUZEZ, gant V. Seité 1 skoed.

PREZEGENN AN A. BURLEON, e Bleun-Brug Keranna 3 real.

PREZEGENN AN A. TREHOU, e Bleun-Brug Plougastell 3 real.

II. — PEZIOU CHOARI

NICOLAZIK, Bayon-Perrot 20 real.

SALAUN AR FOLL, Bayon-Perrot 20 real.

DIZRO AN DIANKET, Bayon-Perrot 8 real.

AR GORNANDONED, Bayon-Perrot 8 real.

EUN ABARDAEZ E KERVARZIN, Coroller-Perrot 8 real.

WAR ROUDOU HON TADOU, Danio-Perrot 2 skoed.

YANN LANDEVENNEG, Cornou-Perrot.... 20 real.

DRAGON SANT PAOL, Y.-V. Perrot..... 4 real.

PARDON BARABBAS, Y.-V. Perrot..... 8 real.

AN A. KERLABAN, Y.-V Perrot..... 8 real.

AN DIVROAD, diwar ar c'hembraeg, gant Y.-V Perrot..... 8 real.

AN VAMM, diwar ar c'hembraeg, gant Y.-V Perrot..... 1 skoed.

BILEZ HAG E VESTR, gant E. ar Moal.. 1 skoed.

AR CHIMANAOU, gant ar Moal..... 8 real.

AN HIINI GOZ O VONT DA DENNA HE FOLTRED, gant E. ar Moal..... 8 real.

YANN POTR AR GER, unan-gomz, gant E. ar Moal, War baperennou distag, ar c'chant.. 20 real.

SANTEZ TRIFINA, gant ar chaloni Joanno 8 real.

HOLLWELEN, gant Hollsent ar Garrec.. 1 skoed.

AN AOTROU KERIOUAZ, gant Lan ar Goff 1 skoed.

LEVRIOU GALLEK

ESSAI SUR LA QUESTION BRETONNE, par Yves Le Moal..... 2.50.

NOS DEVOIRS ENVERS NOTRE RACE, L'EGLISE ET LES SURVIVANCES NATIONALES, par Mgr Paquet..... 2.50

LE BLEUN-BRUG ET L'EGLISE..... 1 Fr.

TRO-BREIZ, PELERINAGE DES SEPT SAINTS DE BRETAGNE, avec illustrations et une carte hors-texte, par le chanoine Le Roy..... 2.50

LE PERE J.-F. ABGRALL, DES MISSIONS ETRANGERES, par M. le chanoine Pérennes.. 12 Fr.

LES PSAUMES, TRADUITS ET COMMENTÉS, par M. le chanoine Pérennes..... 20 Fr.

IV. — PEADRA DA GANA

KANAOUENNOU BLEUN-BRUG 1920, 1922, 1923, 1925, 1930, 1932, pep levr..... 10 lur.

SONIOU FEIZ HA BREIZ, ar pez..... 15 lur.

SONIOU BUGALE, ar pez..... 8 real

Kanaouennou war baperennou distag :

KANTIK SANTEZ ANNA WENED ar chant 20 real.

GWIR VRETONED, gant an A. Conq ar chant 20 real.

GWDERZ KER-YS, gant Olier Soustr ar Skour, ar chant..... 20 real.

SONIT BOMBARD, SONIT BINIOU, gant J. Marechal ha J.-P. Dantec, ar chant.. 20 real.

KAN-BALE AR BOTRED YAOUANK, gant J. Marechal ha J.-P. Dantec, ar chant.... 20 real.

Grit ho koulounnou ouz : « Feiz ha Breiz ». Sarginac, Ministère, C. C. 21.802 Rennes.

(Mizou-kas ouspenn).

KARTENN "NEDELEG" HA "BLOAVEZ MAT"

embannet gant Moulerez Bro Leon, Landerne. Ar pez, gant golo : 3.50

C. C. P. H. Caouissin, 27.165 Rennes

KLEM MOU



E skeud ar c'hoajou bras, en hor bro gaer Arvor,
Edo va c'hêr sioul, eun ti kloz ha goudor,
Ar gaouen hirvoude a-uz d'ar c'handi koz,
Trouz an avel, er gwez, va luskelle bep noz.

Eno edo va mamm, va zad, va c'hoarez, Peger c'houek oa beva en hevelep oaled !
D'ar paour e tal an nor, e reemp aluzen,
Hag e "verinoz Doue" hol lakaet laouen.

Tremen a ra bep tra !.... Hon tud a zo marvet,
Ha diouz ar gêr, siouaz l mont kuit hon eus ranket !
A drugarez Doue, en hor brasa diouer,
E ti eur vignonez e kavjomp degemer !

Ha breman tri bloaz oa, edomp, harp ouz hor bro,
En eur barrezig koant, tiez brao tro-war-dro ;
Malloz d'ar brezel kriz ! e zorn a zo pounner !
Dirazan hon eus-ni tec'het e berr-amzer !

Ha pebez taol-garo ! ha kalet ar vuhez !
N'eus den gouest da c'houzout petra eo hon enkrez !
N'hon eus mui kér ebet ! Tra meurbet ankenius !
Traillhet eo hor c'halon, en eur stad ken doanius !

Al lern o deus o zoull, al laboused o neiz,
E gwasked ar c'hoad doun e c'hell kuzat ar bleiz ;
Ha ni da ziskuiza hor c'horf, koulz hag hor penn,
Paouroc'h ged ar paoura, n'hon eus ket eul lochenn !

Evel Veronika, war hent striz ar C'Halvar,
Tud vat a ziskouez kaout truez en hor glac'har ;
Ni a dle, va Zalver, bale dre Ho Roudou !
Kennerzit hor c'halon, sec'hit hon daelou !

Jezuz ! grit ma c'hellimp mont en ho paradoz
D'Ho kwelet, d'Ho karet, d'Ho meuli deiz ha noz ;
Etouez an dud eurus, hon ene vo seder,
Ne vezimp mui dilec'h ! eno vezimp "er gêr" !

TINTIN ANNA.

Ar brezel e Breiz



Skeudenn "L'Appel"

"LAZADEG AN INNOSANTED"

Montroulez 29 genver 1943

Aet e oa an dud war o c'hemant all ; den ne venne plega da zen ; den ne venne plega d'an Hini a zo da uhela ; gwalenn ar brezel a zo deuet ha skei a ra kalet ha, dre ma 'za, kaletoch' kaleta e sko ; brezel ja zo war an douar ; brezel a zo dindan ar mor hag, eus bro ar stered zoken, ar c'hirri-nij, evel eun hed gwenan, a dhol, a bep tu, d'ezo, ar strafuilh hag an dismantr..

Nak a zisyantr, nak a diez devet, nak a ilizou diskaret, nak a dud lazet e Brest, en Orjant, e Sant Nazer, e Sant Malo ha zoken e Montroulez. Etouez taolen-nou euzus ar brezel, Montroulez, martete, eo ar gêr, eo bet dispaket enni an daolenn cuzuza !

D'an 29 a viz genver, da ziv eur goude kreizteiz, daoutiek karr-nij saos a dremeras a-uz kér hag a stlapas warni, en eul luc'hedenn, peimp lomb war nugent. An drougou digouezet e kér a voe bras, pemp den war nugent bennak lazet. net an droug digouezet, e skol bugale vihan Sant Martin, a voe estlammus, daou urgent lazet en eur bern : *Torfed euzus* !

Ar skol-se a zo renet gant al Leanezed Gwenn ; daou glas a zo enni ; er

c'hlas kenta edo ar vugale vihan eus a zaou da bevar bloaz ; eun ugent bennak a voe gloazet hag 'o divesker d'ezo holl torret koulz ha re o mestrez ar C'hoar Adelaida ; daou vihan eus ar c'hlasse a varvas eun nebeud euriou goude ; pemp pe c'houec'h bugel hepken n'o devoe droug ebet !

Etre an eil klas hag ar c'hlas kenta n'eus nemet eur speurenin ; ar bomb a gouezas dres e kreiz ar c'hlas-mañ. Seiz bugel ha tregont hag o mestrez, an dimezell Laurent, (ar C'hoar Saint Cyr, eus a urz leanezed ar Spired Santel, gindik eus a Blouenan) a voe lazet war an taol ; ar vugale-se a ha holl etre pevar lyt c'houec'h vlgaz hanter ; o c'horfou a voe diframmet ha dishenvelebet en eun doare heugus ! eun druez ! eur vrec'h a-mañ, eun troad a-hont ; eus ar vestrez he-urjan ne voe kavet netra nemet eun dourn, eur c'har hag eul lodenn eus ar c'hpfr bras ; eus a eiz bugel ne voe kavet netra 'n holl, nak eun ezel nak an distera tamm eus o dilhad.

Ar re o deus graeti an taol skrijus-se n'emaint ket hep gouzout a-benn bremañ an daelou puilh o deus laket da re-

dek nak ar gouelvan estiammus o deus
haket da zirroll warlerc'h o zorfed.

Breiz a-bez e kañv a stouas war ar
c'horfou maro hag an A. Duparc deuet
da bedi warno a lakeas kenver ha ken-
ver gouelvan Montroulez gant hini mam-
mou an Innosanted santez lazet, o klask
laza ar Mabig Jezuz, war urz ar roue
kriz Herodez, e Béthleem ha tro war
dro ; setu amañ e gomzou :

«Le bombardement de Morlaix est une
nouvelle page de sang que la barbarie
vient d'apporter au tableau de ses exploits!

«Aucun témoin ne pourra jamais ou-
blier la vision dantesque des mères accou-
rues souillant les décombres à la recher-
che de leur petits, et emportant dans leurs
bras des dépouilles saignantes ou expiran-
tes.

«L'Evangile a raconté le massacre des
Innocents, c'était la même scène !»

Hano a zo, — hag eun dra gaer e ve-
fe, — da zevel eur chapel war an douar
a evas gwad glan bugaligou geiz Sant
Martin hag ar gerent glac'haret o pedi
enni a gavo o c'hoaz skanvfoch da zou-
gen hag ar geumoullenn o disparti dijouz

ar bed all a deuy eno da vez a ken tan
ma venint gwelet drezi o bugale o c'ho-
ri war diri tron an Aotrou Doue.

Lenn a recomp e Istor Breiz (1) pa
deus Charlez ar Bleas a-benn da geme-
ret kér Gemper, d'an deiz kenta a viz
nae 1344, e zoudarded a lazas eur bern-
tud — 1400 den bernak, war a leverer,
ha ne ehanjont o lazerez nemet pa
weljont eur bugel bihan oc'h en em star-
da war bruched e vamm maro hag oc'h
eva war he c'halon gwad e lec'h laez !

Penaos ne deufe ket ives ar gwel eus
ar vugaligot vihan-mañ lazet en-dro d'o
mestrez-skol, da voukaat kalonou ar re
a zo e peun al lazerez ha d'o lakaat da
welet eo mall d'ezo pelloc'h ehana da
ober droug, met, siouaz ar spered kris-
ten a oa e bleuñ breman ez eus 600
vloaz, e lec'h bremañ, an Drouk-Spered
eo an hini a ra e retz.

Y. V. PERROT.

(1) Histoire de Bretagne d'Arthur de la Borderie,
t. III, p. 485.

Ar vuhez e Paris

Selaouit ta, va c'henvroiz,
Eur c'helou berr eus kér Bariz.
Gouzout a rit 'n amzer vremant,
Beva 'zo trist ha trist kenan.

Eus ar mintin beteg an nòz,
C'houi 'labour c'houek, youank ha
Dienkreñ tre ho sperejou,
Ne zonjitet en ho prejou.

Gouzout a rit ebarz er gêr,
Ar geusturenn n'eo ket dister,
A-istrabil er siminal,
E vez ato eun tamm kig soll !

Eun tamm kig soll, eun ramm kig
moch
A gavit atao dirazoch ;
An amann a bileradou
Ne vank morse, war ho taoliou.

Pad an amzer-se ar chériad
Vel an holl a rank labourat
Tenvañ e benn, rak ne oar ket
Petra d'e vern a vo aozet.


E baourkæz gweg, gwella ma c'hell
A venn alies mont diboell,
O klask evit ober ar pred
An traou ezommek a vez ret.

Prennet an nor ti ar c'higer
Tamm kig ebet ouz ar c'hereier,
Eus an amann pa vez hano,
M'hel lavar d'eo'h e vez tario.

Poazet mat en eur podad dour
Avdou-douer, kaol ha pour
A zo friko vit ar chériad,
Bez truez outan koueriad !

En deiziou all e vez dister
e geusturenn gant Yann paotr kér
N'en deus met soubenn an tri zraig,
Gant holenn, dour ha barc'ig.

Yann ar Roue



Kement menoz relijius a zo euzuz :
Ret eo deomp stourm ouz ar relijiun
LENIN.

gant servichérien ar relijiun na petra 'ta
E 1922 : Eun niver bras a eskibien hag
a velcien a voe lazet ; an ilizou distrujet.
Ar wicherourien a rankas er b'paz-se, da
c'houel Nédeleg, digas war ar blasenn
sketudennou santez o ziez evit ober gan-
to eun tantad...

Met, kristenien, an trec'h-se a veze
hini an Dioul, rak mennioiou Karl
Marx, Lenin, Stalin, a veze skignet dre
an holl broiou ha ganto o oberou-fai-
lakr, o zorfejou hudur o deus graet eus
ar Rusiane ar yeuzeudika pobl a zo
war an douar.

Arbad d'eomp ankounac'haat, ni Ka-
toliked, eo bet, kofidaonet gant an Iliz
ar C'Homunism, evel ar wasa kelenna-
durez a zo bet biskoaz, hag a zigas d'he
heul e kement lec'h ma teu da gaout ar
pleg war gorre, ar gasoni, an dispac'h,
al lazerez, an dienez, ar maro !

Arabad d'eomp ankounac'haat, eo ar
Volchevik, tadou an Dizouelez er Ru-
sia ; int-i eo o deus dismeganet ha dis-
karet ar relijiun, ha lazet karantez Doug
e kalon ar bobl !

Spontet e chom eun den, hag a zo
yac'h c'hoaz e spred, dirak testeniou ar
brezel diaoulek a recr da Zotte er vro
baour-se hag a zo testeniou ha n'hell
den mont en o eneb.

Dibabet hon eus hiniennou anezo a-
man hag ho lakaio da brederia war ar
pez a zigouesfe en hor bro, ma teufe
ar Volchevik dà c'hourit ar brezel-
man.

* * *
Dal in'o devoa kroget ar re ruz da
ziskar ar c'hredennou relijius e voe skoet

E 1923, e voe lammet digant ar ve-
leien o gwirjou ha laket e voe war
renik an dud diskiant ! N'o devoa ket
zoken ar gwir da gaout o c'hartenn-vara.
Evit an distera digarez, c'vezent la-
zetz... Er manatiou an holl venec'h a ve-
ze fuzuillet. E Pern, an arc'heskob An-
drawik a voe c'nteret ez veo. Pennadur-
reziou all an Iliz, a veze lakaet da c'hou-
zauv eur yezerenti skrijus..

Er bloaz 1927, Stalin a en em glem-
mas dre ma ne raed ket a-walc'h a vre-
zel c'hoaz d'ar relijiun. Nettze, enezenn
Solomyky a voe graet anez eun toull-
bac'h evit kraouia ar velcien a gantchou.

Er bloaveziou 1928-29, an heskinerez
kriz-se a seblantas mont war vihanaat.
Met ma ne oa ket kement a dorfejou, e
kendalc'h begred ar brezel d'ar relijiun,
en eun doare all : Ar re a grede c'hoaz
gpulenn ma veze digoret eun iliz d'ezo
a ranke rei o anoiou d'ar polis hag 2
tleent paea tailhou pourner. Eul lezem
a roas urz da labourat da zul ha d'an
deiziou-gouel. Micherourien hag a na-
c'has labourat da zeiz Nédeleg a voe
tenevet digant o c'hartenn-vara (Ke-
laouenn an Dizoueed, Niv. Io. 1929).
Difennet groñs e voe kas d'an iliz ar
vugale a-zindan 8 vloaz.

Er 1930, holl gleier Bro-Rusia a voe
kaset d'an teuz, hag e 1931 abostolerez

an Dizoueed a yeas war wasaat. Ke-laouennou nevez, mirdiou, « kloerdiou » eneb ar relijion, filmou, levrdiou, u voe savet. War an dachenn-se, digasomp sonj o devoa ar Völchevik diskaret er bloaz 1925, eur c'his kaer ha kristen : Ar c'his p oa e Rusia a-bez, da gënver ar Sul-Fask da embann e penn ar c'he-lapouennou ar c'homzouman : *Savet eo ar C'Hrist eus a varo da veo !*. Ar re ruz a roas urz da lakaat en o lec'h : *Kant vloaz a zo hirio m'eo bet ganet Karl Marx.*

Difennet striz e oa emblann levriou relijion ha levriou iliz ha difennet ken striz all d'ar mammou komz eus a Zoue ha deskri o fedennou d'o bugale !

Nag a brosesou beleien a zo bet c'hoiaz edoug ar bloaveziou 1936, 1937, 1938, 1939, evel hini ar 36 beleg-se, en o zoutez pempi katplik ha teir leanez. Eur paotr a 19 vloaz hepken, Oleinikoff, a voe la-ket e penn iar varnedigez, hag e kasas d'ar maro an holl dud-tamallet-se.

En 1940, er broiou aloubet gant ar Sovieded, Lettonia, Estonia ha Lituania, 1.200 beleg a zo bet lazet, 3.000 harluet, hag ar re a jome a voe kaset d'ar gal-eou !

Ar Vatikan a ro da anaout en deiziouman ez eus bet kaset da c'haloue iniizi ar Mor Gwenn 700 beleg katolik. Ar veleieuse a oa bet tapet gant ar Sovieded eus mis gwengolo 1939 da viz mezéven 1941, e Lituania, Estonia ha Lettonia hag harluet e voent e inizi Solowetzki.

Da c'houennou graet ouz gouarnamant Moskov, henman n'en deus ket gellet

Chicago Daily Tribune [Final]

THE BLOODSTAINED HAND



nac'h, met anzavet en deus né oa nemet 150 beleg kraouiet !

Hag an ilizou diskaret ? 203.442 a voe diberc'hennet e 1925. « Ar Sovieded oruman, eme an Arc'heskopt Euloje, o deus anzavet e oa bet distrujet 24.000 iliz ha-chapel, ha kériou a zo n'o deus iliz ebet ken ! » Unvaniez an Dizoueed a zo galloudus meurbet : Bep bloaz e c'houenez ta-chenn : E 1928, he devoa 250.000 ezel ; e 1930, 600.000 hag e 1938, 7 million a ziili.



Eun daolenn skrijus eus torfeijou ar Volchevik 11.600.000 A DUD LAZET BETEK 1937

Tiegez an Impaler

50 eskob
4.860 beleg
7.824 mestr-skol ha keleunner
8.920 medisin
65.000 poliser
75.490 ofiser
120.000 den o karg
355.230 skrivagner
360.000 soudard
892.000 micherour
hag ouspenn 8 million a gouerien

DORN MOSKOV

gwelet gant an... Amerik...

Ar « Chicago Daily Tribune », unan eus brasa kelaouennou pemizediek an Amerik, nebeut amker goude ma voe digoret ar brezel etre an Alamagn ha Rusia, a embannas ar skeudenn-mañ gant ar c'homzou-se :

An dorn a zistrojas aoteriou al Jidos-sakr hag a suntras servicherien Doue e Rusia... An dorn a flastras Ukrainianiz hag a lazas m'reched ha bugale Bro-Finn (Finland)...




DORN MOSKOV ER SPAGN.

Krist krec'h an Elez (e Iischen Madrid) fuzuilhet gant ar re ruz e mis eost 1936... E Breiz, dorn Moskov a rafe kement all d'hor c'halvariou...

Ha doare-beva ar bobl dindan rencrez Lenin ha Stalin ? Eun druez ha n'he deus ket he far war an douar.

Stad ar vicherourien, ar gouerien, an tiegeziou n'eo ket bet gwellaet gant ar re a bromet kement a eurusted ! An dieniez, an naonegez dreist-holl a reas kalz a reuz :

Er bloaveziou 1921-22, 40 milion a dud naonek a gaved e Bro-Rusia (an drederenn eus ar boblans) : tost da 4 milion a dud varo. War 50 milion a vugale, 9 milion a voe dilezet e 1938. Klanv e voent holl, o c'horf goloet a c'houliou... Eur medisin, an Dr. Nevzorov a dou beza gwelet en eun ti eus ar C'Hrime, 200 burgel gourvezet war an douar noaz... Lod anezo a oa toc'hor, lod all maro !



Levenez ebet ken war dremmou paourkez bugale Bro-Rusia, a vez desket d'ezô er c'hatekiz bolchevik ar gourc'hennou-m an : « E rankes nac'h Doue ha kement tra a zo relijus. Ne dlees ket enori da dad ha da vamm, nemet e vefent komunisted evel m'her gouenn ar Sovieded ».

En Ukraine hepken, eur milion a dud a varvas gant an naon !

Ha stad an dud diwar ar maez ? N'eo ket laouenoch. Gwelit : er bloaveziou 1927-28, ouspenn dek milion a gouerien ha voe kaset d'ar galeou. Ha pegen reuzeudik c'hoaz e teuas da veza labourerien douar al Lettonia, an Estonia ha Lituania, pa gouezas war o bro, dorn Moskov, e 1940.

Epad bloaz ar Yuzevien a lakeas spouron ha strafuñh da reñi et broiou bihanse ; ne ouezer ket petra eo deuet da veza 38.895 den eus an Estonia ; 15.000 den eus al Lituania a varvas e kambreier ar Guepeou hag eus an 22 d'an 27 a verzeven 1941, 50.000 den a voe lazet a hent all ; en Estonia, abaoe 1940 ez eus 11.865 den ha n'eus bet kleet an ehet ahezo.

Er Spagn : 12 eskob, 17.500 beleg ha leanez a zo bet lazet gant ar re ruz epad Dispach' 1936.

Pep tra a vez graet e Bro-Rusia evit dismegansi an Tiegez. « N'hou eus mui na tad na mamm ! » a vez desket kana d'ar yaouankiz volchevik !

Kalz a draou a vefe c'hoaz da livaret war Baradoz ar Sovieded, ha n'int nemet ar wirionez siouaz !

« Dinez vrás ar bobl rusiat, dindan sklaverez ar Volchevik a zo kalz gwasoc'h eget ar pez he devoa bet da c'houzanv en amzer ar Tsared (1) ... Sklaverez ar Volchevik a zo gwasoc'h eget ar maro ! (2). »

Setu ar varnedigez a zouge war an dud-se, kenta Ministr Bro-Saoz, Winston Churchill, hizio mignon bras Stalin, hag en deus graet gantan eun emgleo diaoulek, evit teurel ar bed kristen er gwaza anken !

(1) Winston Churchill 11 ebrel 1919


(2) Winston Churchill 11 genver 1940

« E hep lec'h n'eus bet muioc'h a waskeriez, muioc'h a wad skuilhet na muioc'h a grisder dispaket, eme d'ar 15 a viz ebrel 1941, an Ao. Fuljoe, arches-kob ilizou orthodox Bro-Rusia en Iu-



E Szarograd (Ukrain) an iliz a voe graet anezzi eur vilin evit an elektrisite... Elec'h an aoteron e oa dynamoù, troellfrodou (turbines). Dal ma voe argaset ar Volcheviked gant armeeù an Alamanie, giz vat ar gonalioù relijius a denas en dro. Ar merc'hed yaouank-mañ o deus gwisket gant Iwenez o dilhad kaer evit dougen er prosesion skendenn ar Werch'ez hag ar Mabig Jezuz...

Dorn Moskov a zo tec'het... Ar feiz a vleuni a-nevez !...
(luc'hskedenn diembann)



« PAX STALINIANA »
(The Morning Post, 12-6-1937)

rop, hag e lavare henman c'hoaz : « Ia bro a zo deuet da vez ar park hep harzou a welas ar Profed... Goloet eo a regou o neunv er gwad ! »

« Er vro divent-se, elec'h m'ema an diaoulou o ren dindan stumm mistri ar republikou, c'weler armeou kadarn o kregi gant ar brasa emgannou a zo bet biskoaz !

Heli a reomp, a greiz hor c'halon, ma teuint a-bérin da beurziskar galloud ar Volcheviked dispac'herien ! » a lavare d'ar 7 a viz eost 1941, ab Ao. Constantini, sekretour Breuriez ar Feiz, er Vatikan, en eur obet anez Bresel Bro-Russia.

Rak, eun dra a zo sklér, ma teufe armeou ruz Stalin da gaout an trec'h war an Alamaned, war armeou an Europ, arabad kredi e chomfent a ziv war riblou ar Rhen ! Nann, Bro-C'Hall hag hor Breiz d'heul na petra 'in, a gouesfe ives dindan o c'hrabanou ruz-gwad. Neuze, tudou keiz, e rafec'h anaoudegez gant eur waskeriez hag eun heskiñerez ha n'o deus ket o far en amzer-man !

« Peoc'h» Stalin ? Eur gelaoùenn saoz *The Morning Post*, eus Londrez, a ziskouez d'comp petra e veče en eur embann ar skeudenn-man : *Eur vered war ar bed !*

Douie r'lon diwallou eus ar gwall zarvoud-se !

Herri Caouissin.

Danvez ar pennad man a zo tennet eus : *Christianisme et Bolchevisme*, an abad P. L. Guichard, (Imprimatur ar ch'hardinal Baudrillard, warnan) hag eus kelaouennou saoz hag amerikan.



War an niverenn diweza em eus komzet da leunerien Feiz ha Breiz eus ar vengleuzierien a zeucas eus Bro-Arden da chom da Di-ar-Vur, e parrez Pleiben, war-dro ar bloaz 1781.

Tost da seiz-ugent vloaz kentoc'h, e 1644, hervez kaietou koz ar barrez, e kaver roud, e Ti-ar-Vur ives, eus eun nebeut glaouerien ha mengleuzierien deuet di eus an Iwerzon (Iherni, Ireland pe Eire) o bro c'hitidik. Ranket o devoa moarvat kuitaat o enezenn — Enezenn ar Sent, evel ma vez graet anezzi — evit tec'hout diouz protestanted fallakr Olier Cromwell, gwarezbur Republik Bro-Saoz, a oà eno oc'h heskina ar gatoliked.

Reudeuzik-bras e oa stad Irwerzoniz d'ar mare-se. Lammet e oa bet diganto o holl gwiriou hag o danvez ha prizoniet pe lazet o beleien.

Truezusoc'h e oa o doare eget hini al loened mut. Kalz anezzo a gavas gwelec'h dilezel douar o zud koz ha mont da glask repu d'ar brotoù estren kentoc'h eget chom da veza breset ha menezieret gant o enebourien touet, ar Saozon digalon ha kriz.

Darn eus an dec'herien en em dennas e Breiz, evel ar repudi a rankas kuitaat o brô pâ grogas brezel ar bîpaz

1914 hag an hini a zo c'hoaz o ren hirio an deiz. Hervez gweolut penaos eo bet digemeret an dud retzendif-mañ gant hor c'henviriz, e chellomp kredi e voe madelezus Bretoned an amzer-se ouz ar re o devoa treuzet ar mor evit dont d'hor bro da glask eun tammig goudor hag ar peoc'h.

Kristenien sentus ouz lezenn an Iliz e oa ar paour kêz Iwerzoniz, evel ar Vretoned o-unan. Ouspenn ma oa an daou iunni dud-se breudeur dre ar Feiz, e oant c'hoaz, e gwirionez, kerent dre ar gwad, o veza ma oa b diou ouenn merc'hed d'ar Gelted koz, mistri brudet an Europ gwechall. Hag eun dra c'hoaz a unane tud an diou vro kenñetrozo : ar gasoni o devoa ouz ar Saozon, o enebourien a-holl-viskoaz. Rak-se ez eus lec'h da gredit ec'h en em glevas mat an Iwerzoniz-se gant hon tu d koz hag e voe ar re-mañ trugarezus en o c'heñver. Gwebut a raimp pelloch e kavas ar re zivroet tud tonius da envel o bugale névez-ganet, ar pez a laka anat e reed stat anezze.

Er bloaz 1644 e kavomp, e Pleiben, Alan Toudin ha Jileta Dridan, eus Bro-Iwerzon, « *hibernois de nation* », evel ma lavar ar skridou koz. Niverus à-walch e oa an Iwerzoniz er barbez-se, ha setu amañ andioù eun nebeut anezzo :

Er bloaz 1645 e voe badezet bugel Denys Söllivan hag Helena Cälgan ; ar vaeronez a voe Marc'hariid, ar Stager, dimezell Lanwenn, o terc'hel lec'h an itron a Gerosarc'h-Buzid.

Pevar bloaz diwezatoch e chane eur c'hrouadur da Jeannot Donnat ha Marc'hariid Donnat ; Reunan a Gêrlec'h, baron Trezigidji, a voe ar paeron, ha Mâti Etuzeno, itron Kêrvastin, ar vaeronez.

D'an 2 a viz Mae 1660 e voe badezet Paol, n'eb Cornelij Linch ha Jileta Cler, o chom er yourech. Ar c'hompaer a voe an Aotrou-Yann ar Gêñkiz (du Plessis), alvokad e Lezvarn veur Breiz.

En hevelep bloaz, Anton Lope, lezanvet Bengala, a yeas da eñvel etir bugel da Vatulin Choutin ha da Vari Gros-silin, daou bried iwerzoniat o chom e Kêravidant hag oa oc'h ober glaou e koad Trezigidji.

Er bloaz 1676, Per Lezparler a Goadkarrig, aotrou ar Vuzid, ha Jann a Gêrgadalen, itron Lezvêz, a zo paeron ha maeronez d'eur c'hrouadur d'an derjen-

til Yann Coattelan ha Mari Sotllivan. Er bloz 1690 e voe kristenet eur burgel da Hamon Morphy ha Renéa Qiess, hag unanall da Yann Coattelan ha Jaka Mahoni. Paeron hemañ ja voe an A. Herri ar Pach, noter.

Ne seblant ket e vije bet dimeziou, epad jan 50 vloaz a dresienjont en hor biñ, etre an Iwerzoniz deuet da Bleiben

ha tud ar barrez-se. Ha koulskoude, em eus marsoñ da veza anavezet eun Donnat, maro e Kérflouz, eur pennadig ar arok ar brezel-all, war-dro ar bloaz 1912 moarvat. Eur paotr yaouank klanvidik e oa ; dizemez e chomas ha, d'am soñ, e voe an hini diwez o tougen an anosc dre amañ.

Yen AR GO.

MERVEI EVIT BEVA

(Istor ar c'hreunenn winiz)

Edod er miziou du, eun dervez tenval ha yen. A-hed ar c'haeou e weled frouez ruz ar c'hirzin hag ar roz-gouez, ha war bep delienn, ar glasteo en doa lezet c'hoaz leun a berlez bihan : tu ha tu n'oa nemet geot sec'het ha deliou melenet. Dre ar strelou bouilhennek, e tremene, a vare da vare, eur c'harr bras, renet gant eun den hag a zoouge eur pez kravatean c'hoaz en-dro d'e c'houzoug, hag a heje e zivrec'h, bep an amzer, evit lakaat ar gwad da labourat, hag en em domma, eun tammig.

Bez ez oa eun dervez trist, mard 'oa unan : an dud-se, hag a zo hanvet ar varzed, a oa laouenn-holl o pourmen, o welout pegen trist oa ar mèziou : lakaat a raent an distidigez-se e gwerziou, hag he gwerzent, goudeze, da baotred ar c'haetennou.

Met, en deiz-se ives, eur c'houeriad a yeas da hada. E zac'h paket gantañ dindan e vrec'h kleiz, e kerze eñin war an douar, ha gant e zourn estlape an had war an ero, bet digoret gant an arar. Da bep paz, e zourn ives a rae an hevelep labour : teurel a rae gwiniz kaer, ha boked mat, hag ar re man a goueze, a ruihe eun tammig, hag en em guze e gwasou an douar labour...

Kenderc'hel a reas evelse da hada betek an abardaez. Neuze e zac'h o veza aet goullo, hon den a gemeras hent ar gêr evit dibri ha kousket.

Bez e voe eur c'hreunenn winiz hag en em gavas herumanik, etre diou boulou-denn zour yen ha gleb. Hag ar c'hreunenn gaez a deuas da veza trist maro. Tenval oa, ha leiz, en-dro d'ezi, hag an

denvalijenn hag al leizadurez a yeas c'hoaz war gresk, rak, war-lerc'h glasreo ar miantin, e rae breman aihenn, stank, stank. Peatra a oa da fallgaloni !

Ha setu ar pez a reas hor greunennig baotir. E riskl da wasaat c'hoaz he foan, hec'h en em lakeas da lounka a bep seutt sonjou, sonjou eus amzer he yaouankiz, eus an deiziou eurus he doa anavezet gwechall.

Sonjal a reas er marese eus he buez, ma kreske seder en eur peian ed, tommet gant pokou an heol, luskellet gant an ezennig avel, o tridal gant levenez, evel eur bugelig etre divrec'h e vammegaret. Ar parkad ed a-bez, liou mergl-kouevr d'ezan, a oa leun a bennou war o gar, hag, a-us d'ezo, en oabl glas, eun heol lugernus a bare holl alc'houdierien ar yro a gane, adalek ar mintin betek an noz. Ha pa guze an heol, ne veze na tenval, na yen, evel breman, met eur c'hlizennig glouar a en em lede war ar mèziou hag a skuilhe ar freskadurez e pep lec'h. Epad an noz zoken, al loar arc'hantet a vouz'hoarze laouenik ouz ar parkeier ed o tarevi.

An amzer eurus oa, amzer nijet kuit evit atao..

Rak siouaz ! Dont a reas an deiz spontus ma voe klevet trouz ar falch'o sini er parkeier, ha, gant he mouez c'haro, o'h ober he hent a dreuz-ar pennou. Prest goude, e teuas tud gant o restel, hag an ed a voe endrammet ha karget er c'hirri. Ar park holl a oa henvet ouz eun dachenn a vrezel, a veze sammet anez, er c'hirri, ar re varo hag ar re c'hoazet.

Eun deiz spontusoc'h c'hoaz a zigouezas. War al leur, koumnaret, an dournez a lounkas an ed paour, tamm goude tamm, hag o gwaskas, hep truez ebet. Ar pennou a voe distammet hag at greun, bet savet, evel breudeur ha c'hoarez, en hevelep kavell, a voe strinket, pep hini eus he c'hoazet, ha n'en em weljont biken mui..

Da vihana, er zac'h, en em gaved c'hoaz eur maread en eur gichen. Start edod, eun tammiug, hag a wechou e veze sklabez pôan o kaout an alan, met evelato e c'heled marvaihat, an eil gant eben ; kalz c'hoarez reuzeudik edor...

E skoaz breman, dilezet argenn, he unan penn, ne c'helle mui gortoz nemet ar maro...

Ar c'hreunenn winiz a ouie peger fail oa ar glebor eviti, deuet oa da veza ken kizidik, nevez 'zo.. En em zantout a rae o c'houenza hag evel o'h en em zispenn. Santout a rae ar glao o'h en em zila juioc'h mui en he gwazied... Abarz pell e vije treuzet, penn kil ha troad, gant al leizadurez... Ha neuze petra c'hoarvesfe ganti ?..

En deiz war-lerc'h, an oged a yeas hag a deuas, a-dreuz an douar hadet, hag ar c'hreunenn winiz a voe bountet en eun toull bac'h : gant douar war gorre, douar dindan, douar a bep tu d'ezi. He gwele nevez a oa yenoc'h eget biskoaz.

Ar c'hreunenn winiz en em gavas klanv bras. Komprent a rae ez oa eun dra bennak vras o labourat anez ; an dour en em zile tu ha tu, n'oa mui eun neur-denn zec'h en he c'hriz. Edo etre dent ar maro !

Neuze e kasas eur sonj ziweza, eur sonj leun a geuz hag a distidigez war-du deiziou kaer he yaouankiz ha ne c'hella ket miret da lezel ar glemmadden-man :

« A ! perak oun-mé bet krouet, ma rankan mervel en eun doare ken mantruis ? Gwelloc'h e vije kalz evidoun, n'am bije gwelet morse sklerijenn an heol, hag e vije bet espernet d'in an dismantr-man. »

Neuze eur vouez en em roas da gleyet d'ar paourkez emzivadez, hag ar vouez se a zeblante dont eus kalon an douar.

« Ne getmeres ket aon, emezi ; ne vezzi ket dismantret. En em ro holl d'ar fizians, hag e prometan d'it eur vuhez welloc'h. Asant mervel, eur pennadig, abalamour m'eo va bolonetz, hag e verbi. »

« — Piou oc'h c'houi hag a gomz ouzin, evelse ? a c'houennas ar c'hreunenn witz, gant leun a zoujans, rak ar vouez a zeblante komz d'an douar, a-bez, ha zoken d'ar bed-holl. »

« — Me eo an hini a grouaz ac'hantout, hag a fell d'in breman da groui a-nevez, a respondas ar vouez.. »

Neuze ar c'hreunenn baour, toc'hor, dre eur bedenn virvidik, a en em lakeas holl etre daouarn he c'hrouer, ha ne ouezas mui netra eus netra.

**

Eur vintinvez nevez amzer, e penn kenta ar bloaz, eur c'heotennig c'las a zave he fenn a-us d'an douar gleb. An heol a bare ken skedus en oabl, ma tivogede ar parkeier. Hag uhel, en er strôladou alc'houdierien a gane.

Ar c'hreunenn winiz, rak ar c'heotennig c'las oa hi, a zellas, a bep tu, gant dudi. Distroet oa a-nevez d'ar vuhez, gwelet a rae adarre an heol, klevet a rae an alc'houdierien. Edo eta o'h asvervh ! Pebez burzud !

Ha n'eo ket he unan, rak dre ar park, tro war-dro d'ezi, e wele eleiz a c'heotennou glas all, o seydi fenn : he breudeur hag he c'hoarez oant.

Netize ar blantennig dener a dridas gant ar joa, ar joa da veva a-nevez, hag e seblantas d'ezi e tlie hiviziken, dre anaoudegez vat, pignat betek bolz an neiv evit he floura gant he deliou.


Hag, evel m'he defe an hevelep joa roet diouaskell ives d'ezo, an alc'houdierien a nje uheloch' uhel hag a gane skleroc'h ha lirzinoc'h.

Hag eur vouez ha ne deue ket, er wech man, eus an douar, met eus an nenv, a lavaras :

« Ma ne deu ar c'hreunenn da vovel, goude m'eo bet taolet en douar, e chom he unan, met ma vary, neuze, e toug kalz fruez. »

Troet eus parabolennou Joergensen gant L. B.

"Ebeulez ar flourenn"



Gwelet em eus en eur flourenn, eun e-beulez koant ha mat; en e-

beulez koant ha laouen Hag a frin-ge, kreiz ar prad Jibi di Ji bi da, tro-

Gwelet em eus en eur flourenn,
Eun ebeulez koant ha mat;
Eun ebeulez koant ha laouen.
Hag a frin-ge, kreiz ar prad.

Diskan

Jibidi, Jibida.
Troomp holl war ar flourenn.
Jibidi, Jibida.
Ma vo an holl laouen.
Jibidi, Jibida!

En cun taol, setu ma tremen.
Eun den yaouank hag a'stok,
Ha d'ezan eun doare seven.
En e zithad gwisket klok.

An ebeulez dal m'her gweleas
A savas he fenn en aer.
Dà gaouët ar gleud e tiredas
Hag hi o c'houriachal kaer !

Eun ebeulez ain eus gwelet
O peuri 'kreiz ar geot glas.
Hag erat terri he sec'ched
O vont d'eva dour d'ar waz !

Ar paotr yaouank her c'habestras.
Setu int en hent o daou,
Pell diouz ar vamm o luskellas.
Doue r'o miro diouz gaou !

- 1) Dà eo kregi gant ar c'hloubad, kerkent ha ma vez kanet an diskan.
- 2) Epad ar c'houblad : e raer eun dro-nou emañ-warno an taol mouez-eur heja an daouarn pa ganer ar sillabenzans, en eur skei gant an troad hag en
- 3) D'an diskan e chomer a-zav. Pa leverer Jibidi e lammer war an troad dehou, pa leverer Jibida e lammer war an troad kleiz ha goudeze, e lammer warno bep eil, epad ma kaner ar c'homzou all. (1)

An dans-tro-man a c'hell beza implijet evit ar c'hoari anvet « Polka ar c'hadoriou ». Laket e vez ar c'hadoriou e kreiz, kein ouz kein. Kement a gadoriou a dle beza hag a c'hoarierien. Ar re-man a dro en eur rei an dorn d'an eil d'egile. Pa jom ar zonerez a-sav, pe pa ra mestri ar c'hoari eur sin, an holl a glask azeza. An hini n'en devezo ket kavel eur gador a'zay er maez eus ar c'hoari; lammet e vez kuit eur gador hag ar c'hoari a ya er dro a nevez.

(1) Au couplet on tourne en rond en marquant le pas et en balançant les bras en mesure.

Au refrain, on s'arrête. A « Jibidi », on saute sur le pied droit, à « Jibida », sur le pied gauche puis alternativement sur les 2 pieds pendant la mesure suivante.

Bien marquer le rythme en frappant le premier temps de chaque mesure. C'est à dessein que nous proposons un accompagnement très simple afin qu'il puisse être exécuté par tous.



Mistri ha mestrezed-skol !

Deskit kana brezoneg
d'ho pugale.

(Prent "Soniou bugale" 8 real al levrig)

"EUR SIZUNIAD MARVAILHOU GWIR"

kontadennou a VRO-EIRE

dastumet gant douglas hyde (AN CRAOIBHIN)

savet e BREZONEG DIWAR TROUDIGEZ H. HUERRE



KONTADENN AN EIL NOZVEZ : GOBAN AR C'HALVEZ

Pa voe noz anez, e voe hopt war-nan ha lakaet koan war an daol. Kinnig e voe d'ezan a bep seurt meuziou hag a bep seurt evajou, ha pep tra a oa gwelloc'h eget en dro a-raok. Debri hag eva a reas leiz e gof. Neuze e voe kaset da gambr an Itron, a lavaras d'ezan : « Dare out da gonta da varvailh ? ». P'en devoc l'avaret ya, e lakas an Itron war he muzellou eun ibilig, hag e c'houitel-las. Ar voger argostez a zigoras, hag an hevelep tud a zeus tre, o daouzek, gwisket evel er d'herc'hent. Pep gwaz a oa e wreg en e gichen. Pa voent azezet e lavaras mestrez ar maner da Ziarmuid : « Ac'hianta ! houlech bremañ da gontadenn ! » Met, a-greiz ma edo Diarmuid o vont da zigeri e c'henou da gomz, unan eus ar maoutézed a gaozeas. Diarmuid ne gomprenas mann er pez a lavare, met an Itron a lavaras kerkent : « Kastizit ho kwiragez, anez ne selaouint ket di-drouz. » Neuze e skoas pep gwaz gant pep maouez gant eur vazig-strobinella, he lakaas da veza eul levran gwenn, hag a lavaras : « Bez sioul ! » Al levranez en em astennas e-harz treid ar wazed, hā Diarmuid a stagas gant e zanevell :

Goban, ar c'halvez, a oa genidik eus an hevelep lec'h gant va c'hentadou hag istor Goban zo bet kontet gant an tad-koz d'an tad ha gant an tad d'ar mab, betek m'eo bet dastumet ganéen-me da ziweza. Er pez emaoun o vont da gonta n'eus ket eur ger na veze ket gwir. Pa oa yaouank Goban, n'oa ket eur c'hal-

vez ken reuzeudik hag hen. Eun devez edo o tistrei d'ar gêr goude beza bet o klask fred. N'en devoa ket kavet. Brevet oa gant ar skuizder hag ar ranngallon. A-greiz ma edo war hent an distro, e kouezas ar c'houiske warnan. Kement benveg en devoa a oa gorroet en eur sac'h en devoa lakaet en e gichen a-raok kregi gant e gousk. Korriganezed a zeus a-greiz, e gousk da lenna d'ezan e ventiou. O adlakaat a rajont en e sac'h.

Goban pa zihunus a zistroas d'ar gêr. Hag e wreg goulenn outan ha kavet en devoa labour : « Nann avat, eme Choban. — N'out ket evit dont a-benn eus da daol, emezi, » Tri pe bevar devez warlerc'h e loc'has adarre hag ec'h en eun gavas en eul lec'h ma saved eun ti bras. Goulenn a reas labour digant mestrez al labourerien. Hemañ gant e strolled a oa end-eeun o vont da leina pâ erruas Goban. Goban a c'houennas outan : « Petra 'rankan ober, ac'hann ma tistroot ? — Gra ta d'in, eme ar mestrez o klask goapaat, eur c'hañ daou lost. » Hag hēn da lein. Pa zistroas, en devoa Goban kizzellet eur c'hañ-mañ, daou lost d'ezan. Ha biskoaz ne oa bet gwelet kaeroc'h kiz eget hennez. Bamer e voe ar mestrez dirazan : « Eun disterik all a labour am eus c'hoaz hag a seblant da veur a hini ac'hanoùp beza diaes da ober. Ma plij d'it, gwel ! » Sanket e oa bet eun tach en eun treust e beg talbenn an ti. Rei a reas ar morzol da Choban en eur l'avaret d'ezan e oa ret peursanka an tach

er c'hoad. Ha Goban tapa krog er morzol hag her banna. Hag ar morzol a yeas da skei war benn an tach, ken brao ma'z eas heman en e bez er c'hoad. Hag hini all anezo ne oa gouest da ober kementse. Pa welas mestrez al labour an taol se, e lavaras da Choban e oa eur mailh a zen hag e roas labour d'ezan. Kenderc'hel a reas Goban da labourat ha ne oa ket eur gwaz hag a rae e labour hanter koouls hag, hen. Ken ampart oa ma teus da veza mestrez d'e dro. E-kenver sevel tiez ha labourat war benn ne oa tammoù labour ebet ouizpenn d'ezan. Tremen a rae evel an amparta mansonet a oa er bed. Diwar neuze, e kement lec'h ma veze eur c'hañt da sevel, pe eun ti bras, e save klask da. Choban evit ren al labouriou. Dont a reas a-benn a bep tra. En e aez e teus, ha kañz madou a zastumas.

Koza a rae ha kollet en devoa e wreg. N'en doa ken nemet eur mab, met heman n'oa ket gouestoc'h eget kalz re all war ar sevel-tiez. War a greded e oa gwir vab da Choban, met n'oa ket e gwirionez. Kerse en devoa kavet Goban e-pad pell dre n'en devoa mab ebet. Pell zo oa dimezet a-raok ma roas e wreg eur bugel d'ezan. Ha p'he devoe tinan, n'eo ket eur mab e voe, met eur verc'h. D'ar c'houlz ma teus houman er bed, n'edo ket Goban er gêr ; neuze ar vaouez koz a oa bet war-dro ar vamm hen devoa kontet da houman e oa eun amezeggez hag he doa bet eur mab d'an hevelep deiz. Edo eta o vont da lemel ar bugel se digant e vamm d'e lakaat e kavell ar verc'hig, ha da rei d'an amezeggez merc'h Goban. Sed ar pez a reas. Goban, pa voe distro a gavas eur mab hag a voe laouen-meur. Met pa voe ar bugel gant e gresk, ne denne tamm da Choban, hag heman a ziñkrede n'oa ket hennez e vab. Klevout a reas, a-benn ar fin, ar brud en devoa bet e gwirionez eur verc'h hag e oa bet lakaet eur paotr en e lec'h. Laouten e veze bet o tiguzat ar verc'h se hag ouz hec'h eureuji gant e baotr, met ne ouie tamm e pe lec'h edo. Ober a reas e venoz, evelato, ne dle ket beza er vro a-bez plac'h yaouank ebet gouest da veza speredekoch eget e verc'h d'ezan : « Rak he lōd he deus bet, hep mar, e ijin he zad. Ma kavan speredeka merc'h ar vro, ez eo anat eo va hinri'me, ha ma tenu d'in war ar marc'had, e c'hellan beza di-

nec'h. » Biskoaz n'en devoa Goban la-varet da zen penaos en devoa desket sevel tiez. Lavarout a reas d'e vab e oa poeint klask pried : « N'emataou ket e chal a se », eme ar mab. Neuze ez eas Goban er-maez, e lazas eun dañvadez, e lamas ar c'hoec'h diwarne en eur lezel ar gloan war ar c'hoec'h. Hag e roas ar samm d'e vab en eur lavarout d'ezan mont d'e werza : « Ne c'heliez, emezañ, kaout da bried maquez all ebet nemet an himi a roio d'it kroc'h an dañvadez hag ar pez a dalv. N'ac'h eus ken eta goulenn digant an holl vaouezed, rei d'it « kroc'h an dañvadez hag ar pez a dalv. »

Antronoz e kimiadas ar mab, gant kroc'h an dañvadez. Mont a reas eus an eil penn d'egile d'ar marc'hallec'h en eur c'houenn piou a rofe d'ezan ar c'hoec'h liag ar pez a dalveze. An holl gwitibuan a reas goap outañ. Distrei a reas d'ar gêr ha lavarout d'e dad n'en devoa kavet den ebet da asanti rei d'ezan eun dra bennak en digoll. « Dao eo d'it adarre mont warc'hoaz en hefichou », eme ar tad. Mont a reas antronoz gant an hevelep komzou. Dont a reas eur plac'h yaouank d'ar feunteun da garga dour. E welout a reas hi d'an eil devez : Mont a reas davctañ en eur lavarout d'ezan e roje « ar c'hoec'h hag ar pez a dalveze : Kemer a reas ar c'hoec'h, trouc'ha 'reas dioutañ ar gloan, en eur restaol da vab Goban « ar c'hoec'h hag ar pez a dalveze. » (da lavarout eo netra). Distrei a reas ar mab d'ar gêr ha rei da Choban da c'houzout e oa en em gavet gantañ eur plac'h yaouank he devoa roet de'zañ. « ar c'hoec'h hag an dalvouidegez anezan. — Hech anaout a rafez ? » eme Choban « — Nann avat, tamm ebet, » eme egile.

Ha Goban kas kelou da holl blac'hed yaouank ar vro e rafe eur banvez. Pa voe echu ar pred da greisteiz, e c'houezas eun tantez. Pa flaminas an tan ruz, e reas d'an holl blac'hed yaouank en em lakaat endro d'an tantad hag e c'houennas outo ha tommoch e oa bet d'ezan eun dro bennak all a-raok beza war-dro an tan mañ. Pep hini a lavaras na oa ket bet, betek ma voe graet ar goulenn ouz eur plac'h hag a lavaras : « Eur mouh eus avel ar c'heresteiz a zo tommoch eget holl dantadou Iwerzon. » Sellout a reas Goban outi ha gwelout e tenne

d'ezan. War an taol e ousezas en devoa adkavet e verch : « Te eo a fell d'in, emezañ, ret eo d'it dimezi gant va mab. » « — Mar deo dao d'in dimezi gant da vab, emezi, sed amañ war-bouez petra : ma sav biken diemgleo etrezomp, eo ret ma c'hellfen dibaba en ti tri samm a draou d'in, da gas ganeñ. » « — Mat ar stal, emezañ, rei a ran va ger d'it. » Neuze ec'h eureujas gant e vab, hag abenn nao miz he devoe eur mab. Goban e gare a-greiz e galon. Gant an amzer evelato e savas trouz etrezo, hag o veza ma felle d'eziz kaout an trec'h, ez eas droug e Goban betek lavarout d'eziz mont cr-maez eus an ti. « M'am argases, emezi, eo ret heulia an c'ingle asantet. » « — Ne viran ket ouzit, emezañ. » Neuze e lavaras d'he fried : « Deus, ha sav a-c'hagliad war va c'hein. » Hag hi e zougen, evit en em zizamma dioutañ en tu all d'an nor : setu he bec'h kenta. Hag e teuas endro, e kemeras he mab, d'e lakaat iveau er maez : hennez a voe he eil bec'h. Dont a reas endro eur wech all c'hoaz hag e kemeras kement a arc'hant ha ma c'hellas dastum : ar re se a voe he zri bec'h. Goban, pa welas ez ac an traou war, an tu se, a lavaras d'eziz distrei d'ar gêr ha ne gomzas mui hiviziken diwarbenn an defivalaenn se.

Eun devez e teuiod da glask Goban hag e vab da vont da sevel eul lez eus ar c'haera evit n'ouzon mui pe zen a-zoare. An den se avat en devoa c'hoant da laza Goban hag e vab kerkent savet al lez ganto, da virout na vefe biken savet er bed a-bez eur c'hastell heñvel ouz e hini. Goban a roas e c'her da zont. Antronoz ez eas eus ar gêr. Mont a rajont gant an hent a gase d'al lec'h ma tlee ar maner beza savet. Ne oant ket aet pell c'hoaz, pa lavaras Goban d'e vab e oa ret d'ezan berraat e hent. Ar mab a en em lakaas da redek ken buan ha ma c'helle. Goban avat a lavaras d'ezan distrei d'ar gêr, hag e tistrojont o daou. Goban a ouie eryl diwar neuze n'he devoa e wreg roet ali ebet d'ezan. Antronoz ez ajont adarre en heñchou ha Goban a lavaras c'hoaz d'e vab berraat e hent : « Gwir, ne c'hellan. » « — Distro d'ar gêr, eme C'hoban. » Rak gwelout a reas buan eur wech all c'hoaz n'he devoa e wreg roet ali ebet d'ezan. Dré se e tistrojont d'ar gêr en cil devez : « Gwerch Vari ! eme wreg mab Goban, pe tra zo ta ma tistroit evelse ? » « — Ne ouzon dare, eme ar mab, nemet va zad

en deus lavaret d'in e ranken berraat an hent. » « — Mat, emezi, ma lavar heñvel d'it ware'hoaz, stag da gonta d'ezan eur marvaill. Eun ali, a roant d'it c'hoaz, arabat d'it hen aikouaat : e kement lec'h ma vezi pa'z pezo kuitact ar gêr, lakaat ar merc'hod diouz da du. » Setu an ali a roas d'ezan. D'an trede deiz, pa en em lakaont adarre en hent, Goban a lavaras eur wech c'hoaz d'e vab e ranke berraat an hent. Hag ar mab staga gant e gontadenn. Goban a ousezas war an taol he devoa e wreg graet skol d'ezan ; hag e voe laouen. Neuze ez ajont d'al lec'h ma oa eul lez da sevel. Eun dijentil a a zeuzas da gaout Goban hag a c'houlennas outañ ha prest oa da sevel ar c'hastell. Goban a lavaras ya. « Grahen d'in, eme an dijentil, e-doare na vo ket gellet kaout e bar. » « — Hag e rin, eme C'hoban, » Boule'ha a rajont o labour o daott, an tad bag ar mab. Ar mab a zeuzas koun d'ezan eus an ali he devoa roet e wreg d'ezan abarz loc'h, hag a en em reas brao-tre diouz merc'hed yaouank an ti. Da unan anezo e roas e c'her da eureuji ganti kerkent hag echu ar c'hastell. Ar plac'h a zeuzas cun deiz d'e gaout : « Siouaz ! siouaz ! emezi, c'houi ha Goban a dle beza lazet kerkent ha ma vo echu al lez, da virout ma ne vefe goude se hini all er bed par d'ezan. Rak pa vezot maro, den ne c'hello sevel eur c'hastell bravoc'h eget heman. Evez a vo etaaolet ouzoch da virout na c'hellot ki-miadi pa vo echu ar c'hastell. » Dibina a reas ar mab da C'hoban kement he devoa ar plac'h yaouank lavaret d'ezan. En deiz, avat, ma edo al lez o vont da veza echu, e teuas mestr ar c'hastell da gaout Goban hag e c'houlennas outañ ha peursavet oa. Goban a respondas ez oa tost da vat nemet ne c'helle ket kas e labour da benn hep kaout eur benveg en devoa lezter gêr : « M'am bije, hennez, emezañ ne vije kastell ebet er bed ken kempenn hag heman. Ret eo d'in kas va mab. » « — Arabat eo, eme an dijentil, va mab va-unan a gasin. Azo ar benveg, avat, a ranki lavarout d'ezan. » « — Mat, eme C'hoban, lavarout a rin d'ezan an azo se. » Dont a reas neuze d'e gaout mab an dijentil, a lavaras d'ezan cdo o vont da glask ar benveg. « Mat co, eme C'hoban ; ar vaouez a gavi er gêr e roio d'it. Lavar d'eziz e raer eus ar benveg se : « tro a-enep tro, kroumenn arenep kroumenn. »

Neuze ez eas mab an Aotrou gant e bent. Mont a reas da gaout merc'h Goban ha lavarout d'eziz ar pez a ranked rei d'ezan. « Mat co, emezi, kemer-heñvel, te darman ; en arc'h vrás emezañ aze war lacez. » Pignat a reas ha digeri an arc'h : « Ne welan netra, emezañ. » « — Doun emezañ, emezi, klasik mat. » Soubla a reas dounoc'h ; pa welas hi edo evelse war wint, c'krogas en e dreid bag hen stlapas en arc'h : « Gortoz cun tamig, emezi, m'am bo bet ar pez a fell d'in. » Hag e voraihas an arc'h. Tremen a reas eno mab an aotrou an noz penu-da-benn be-

hag hemm a zistroas da di e dad.

Goban ne oa ket distro pell a oa, pa gouezas klanv. Chou a reas en e di ha ne guitaas ket e wele. E verch-kaer a lavaras eun deiz d'he gwaz e ranke mont da gambr e dad da c'houlenn outan penaos edo ar bed gantañ. Pa voe act er gambr, e dad a c'houlennas hag eun dra bennak a nevez en devoa da lavarout d'ezan. Nain, eme d'ezan e vab, ha pa voe er-maez e wreg goulenn petra en devoa lavarout an tad d'ezan : « Netra 'n holl, emezañ, met goulennet en deus ouzin hag eun dra bennak a nevez am boa evi-



Merch Goban a grogas en e dreid bag hen stlapas en arc'h !

tek an deiz war-lec'h. Hopal a reas eus strad an arc'h war ar vaouez e ranke kaout eur begad paper, ma c'helle skriva d'e dad edo dalc'h eto betek ma tistrojont Goban hag e vab d'ar gêr. P'en devoe an aotrou al lizer, Goban hag e vab a c'helle beza dienkrez. Deut d'ar gêr, e lezjont da vale an aotrou yaouank, » « — Ma c'houlenn henvel ouzit ware'hoaz, eme ar wreg, lavar d'ezan ez eo kouezet Kastell « Baile an Clair » en e boull en noz tremen. » Evelse e reas. « Mat, eme C'hoban, n'oa ket koulskoude da gouez, peogwir am eus lakaet maen war vaen a-led, ha maen war vaen a-sav etre daou vaen. » Ar mab a gontas

d'e wreg ar pez en devoa an tad lavaret d'ezan. Gouzout a rae en taol mañ penaos e save kestell ken plomme en o sav. Fellout a reas d'ezan c'hoaz e lakaat da lavarout pehini oa ar gwella eus an danvezioù premi. Dre se e lavaras d'he gwaz antronoz : « Pa zi da welout da dad hizjo, lavar d'ezan emañ aotronez ar c'hoad ouz e saludi. » Evelse e lavaras ar mab d'ezan : « O ! eme C'hoban, ar c'heleññ kriñet ganñ ari avel eo a saludan. » Neuze e ousezas hi e oa hennez ar gwella danvez prenn da sevel tiez. Nebeut goudé e varvas Goban. Douaret e voe el lec'h a raer anezan ar « c'hrec'h kaect » hag a zo milkammed hale diouz Gallway.

Setu echu va danevell, tudjentil. Met ma ro an dud enorus ma z oc'h aotre d'in d'hen ober, am hezo eur marvaill all da ginnig d'eo'h warc'hoaz da noz. « Eur gontadenn vrao eo », eme unan eus ar wazed, en cur sevel er vann e va-

GWENNEG AR BREZONEG

An Dr Ezec, Douarnenez, 50 lur ; an A. Mazeas, Kernalis, 100 lur ; an A. Lec'hvien Kemper-Gwezennec, 20 lur ; an A. P. A. Philippon, Sceaux, 100 lur ; an A. Guivarc'h, Landernc, 50 lur ; an Tad Tanguy, Pont-Château, 5 lur ; an A. Jezequel, Trémouezan, 20 lur ; an A. Capitaine, Loc-Maria, 35 lur ; an Dell Le Mercier, Penn-af-Feunteun, Treverieg, 20 lur ; an A. Moisan, Ploumerin, 20 lur ; an Dr Dujardin, Lokournan, 20 lur ; an A. E. Chevillotte, Brélès, 70 lur ; an Dimezell Odetta Chevillotte, Brélès, 70 lur ; an Dr Rousseau, Naoned, 20 lur ; an A. Alanik al. Louarn, Kemper, 120 lur ; an A. R. Audic, Paris, 20 lur ; an A. Fave, Kemper, 20 lur ; an A. Poulichet, Gourin, 50 lur ; an A. Nedelec, Lesneven, 20 lur ; an Dr Le Breton, Bourbriac, 20 lur ; an A. Jezequel, Bohars, 20 lur ; an A. Chalonni Calvez, Lesneven, 50 lur ; an A. de Parcevaux, Plouzane, 70 lur ; an A. Rest, Keréréh, Lambezellec, 20 lur ; an A. Taldir-Jaffrenou, Keræz, 20 lur ; an A. J. Guédéric, Kerzrein, Gwitevede, 20 lur ; an A. Périon, Molenez, 50 lur ; an A. Y. Bizien, Pluzunet, 10 lur ; an A. Riou, Moutainville, 50 lur ; an Dr Dorval, Pouldreuzic, 20 lur ; an A. Merrien, Lanhouarne, 25 lur ; an A. Guellec, Eusa, 30 lur ; an A. Rozez, Drev-Nevez, 10 lur ; an A. Graill, Kraozon, 20 lur ; an A. Roux, Brasparts, 70 lur ; an Dell M. a Germenguy,

zig evit skei damanus gant al levran gwenn e-harz e dreid. War an taol e teus endro d'eun itron gaer. Ha pep gwaz a skoas gant e levran, hag al levraned a savas en o sav, troet e ltronezed. Er voger a-gostez e tigoras an nor ha pep gwaz ha pep maouez a stouas dirak mestrez an ti. Mont a rajont et maez war o fouezig, en eur ober ardou, pep gwreg c'kichen he gwaz, evel moant detuct. War o lerc'h an nor a serras anezzi hec'h-unan. Neuze e teus ar porzier da ginnig da Ziarmuid eur goan a-zoare. P'en devoe heinañ predet, ar porzier e gasas d'e wele. Diarmuid a gouskas mat, tremen a reas an deiz war-lerc'h evel enderc'hent. Ne wclas den a-zoare ebet, na pere'henn an ti, na den, nemet ar porzier. Ne c'hellas na toulla kaoz gantañ na kaout digantañ sklaerijenn war al fech'iou hag ar-dud.

M. KERFROUDENN.

25 lur ; an A. Merser Erm, Dinard, 20 lur ; an A. Andreo Guilcher, an Naoned, 25 lur ; an A. Abgrall, Gwinevez, 20 lur ; an A. Dyèvre, Paris, 25 lur ; an A. Y. Bonvallet, Angers, 10 lur ; Yaouankiz Pont n Abad, 20 lur ; an A. Larboulette, Langoellan, 30 lur ; R. Plouzane, 25 lur ; an A. Gouzien, Kemper, an A. Gourvil, Plouarzel, 20 lur ; an A. Joncour, Kemper, 20 lur ; an A. J. Lepetit, Loguneh, 10 lur ; an Dell M. ar Gall, Parc y Der, Poullaouenn, 20 lur. ao. Guivarc'h Lan-nurvan, 50 lur.

SKODENNOU AR BLEUN-BRUG.

An A. P. Moëaer, Carantec, 25 lur ; an A. Y. Moëaer, Carantec, 25 lur ; an A. Saoult, St-Goazec, 25 lur ; an Tad Tanguy, Pont-Château, 5 lur ; an Dell M. Gourlaouen, Douarnenez, 25 lur ; an A. Capitaine, Loc-Maria, 25 lur ; an A. Brinquin, Locquirec, 25 lur ; an A. Lec'hvien, Kemper Gwezennec, 50 lur ; an A. J. Bouedec, Plelauff, 25 lur ; an A. Pichon, Kemper, 25 lur ; an Itron a Sant Per, Sant Brieg, 500 lur ; an A. Maze, Landunvez, 10 lur ; an A. Peron, Molenez, 25 lur ; an A. Riou, Moutainville, 100 lur ; an Dr Maury, Cleder, 20 lur ; an A. Sabout, Sant Goazec, 25 lur ; an A. Jezequel, Trémouezan, 20 lur ; an Dell M. a Germenguy, 25 lur ; an A. C. ar Merser Erm, Dinard, 50 lur ; an A. Dyèvre, Paris, 25 lur.

Karout a rafemp embann eun niverenn gaer evit Pask !

Hor skoazellit d'hen ober, en eur rei :

“ Gweneg ar brezoneg ”

Evit pinvidikaat hor brezoneg

DASTUMOMP AR BRUZUN

Eil rollad eus « Bruzun » dastumet gant an Aotrou Peron

person Sant-Nic :

254. — CHARGULI (en bigoudennie) : Sabardi (St-Nic) = monter en graines
 255. — VAR E VLEUD = bien en train, ex. : n'ema ket war e vleud.
 256. — SPLEDA = se multiplier.
 257. — EPAD AN DEIZ DOUE = la journée durant.
 258. — KORF TRO, KORF SOUNN = paresseux.
 259. — TINTA AN'OFREN, (guiska an ofern St-Nic) = sonner la messe.
 260. — LIOU AR GRAMPOUEENN GEN-TA (en bigoudennie) = mauvais teint, teint brouillé, ex. : liou ar grampoueen genta a zo varnan.
 261. — BOURRA = se plaisir.
 262. — IMPIA = questionner indiscrettement, d'où le nom impier.
 263. — EN EM DARLASKA = se tordre, se remuer pour calmer une démarcation.
 264. — DEFREJOU (St-Nic) = démarches
 265. — EUR BOUILH (en bigoudennie) = un bel homme ; eur vouliez ou eun dékenn = une belle femme.
 266. — DROCH (en bigoudennie) = tête légère d'où drocherez = sottise.
 267. — AMPORT = étourdi.
 268. — CHICARDI (en bigoudennie) = agacer, d'où le nom chigarder ; à St-Nic on dit erezi qui a également le sens d'envier.
 269. — FOGASI = vanter ; fogaser = vantard.
 270. — INTANVEZ YANN AR BEO (en bigoudennie) = veuve joyeuse : la femme à laquelle s'applique cette expression, est en réalité veuve puisque son mari est mort, mais elle se console auprès d'un autre homme oubliant facilement la mémoire de son conjoint.
 272. — DISKARRA = faufilet ; gouremenai = ourler.
 273. — DIGRAGET EVEL EUR YAK GLOCH = se dit de quelqu'un qui est tout surpris et regarde avec de grands yeux.
 274. — RAMPET EVEL EUR GILHOR se dit de quelqu'un qui se tient les jambes écartées.
 275. — SAV DA VRAGOU = dalc'h mat = esto vir.
 276. — BEG CHOPIN = buveur.
 277. — SEVEN ou lammelek = enjouée, légère (e bro Pont 'n abad).

278. — CIESTROUENN = faiseuse d'embarras.
 279. — BEG FIGUS = bouche difficile.
 BEG MENNMENN = capricieuse.

280. — RIDIEZ (de bida, le bouc) = la chèvre.
 281. — MENNIK = chèvrette.
 282. — GLAO-STOK = pluie qui tombe avec violence

GLAO-KEMENER = pluie douce et fine.

283. — NEA (NEZA) E ZAE = OSER E DALAROU = être proche de la mort.

284. — KOUIGN-SEGAL = femme de rien.

285. — E VERN-VIHAN VAR E GEIN se dit d'un homme bossu, vingté.

286. — CHICHANT (empl. en bigoudennie et à Gouezec) = gai, jovial, ex. : chichantoc'h eo, il est moins triste, il est plus gai.

287. — KRONCHET = accoudé négligemment, affalé.

288. — HEJA E GIG = maigrir.

289. — SOUBENN MANSONER = soupe épaisse.

290. — FLOKENN = trop grand, ample.

291. — FLAC HOTA = tripatouiller.

292. — AN DOUR ROUZ = la sueur, ex. : dont a rai an deur rouz dioutan.

293. — ENEBREZ (très usité en bigoudennie) = physionomie.

294. — EUR VOREDENN (eun draill a St-Nic) = une haie humaine.

295. — Pa vez erc'h var an douar Ne vez na tomm na kloar

Pep-hini 'n deus e zi
Ha jod all daou ha tri

Devez gwener
Devez penver

Gwall fall e beza eur weenn
Pa n'c'hell ket sec'ha be ruskenn

Fall 'rank beza eun ean
Pa ne zech ket e chioan

Doze en doze roet hag a raoz
Amzer vrao da neb a c'hortoù

J.-L. PERON

« Beleien Breiz-Izel, va c'heuoreurdeur, heulhit skouer an A. Peron : dastumit ar geriou brezonek implijet en ho parrez, ha n'eus ket anano anezo en hor geriadariou. En anoy hor yez, bennoz Doue d'eo'h ».

RENER « FEIZ HA BREIZ »



PAJENN

AIR MIESTR-SIKOIL

Gant lorc'h.

Lorc' ha fougé a dlefe beza e pep hi-ni p'hanomp gant hor Brezoneg.

HÖR YEZ EO !

ENE HÖR BREIZ.

Eur vez, eun dizenor e veve d'comp hen disprizout, hel lezel da vovel.

Disent a rafemp ouz pevare gourc'henn Doue.

Piou a lavaoro, n'eo ket enori ar gerent, derch'el d'ar yez a vez bet desket war barlenn at vamin ?

Eur gourc'henn striz a zo bet roet d'eomp : *deski ar brezoneg er skol*. Mall e oa...

Dalc'homp d'ezan gant lorc'h.

Gremp hor c'hentel vrezonek bep sizun. Arabat dñi hini ebet, klasik digarezou evit tremen e-biou.

Ar re ac'hannomp — ha niverus omp — a zesk ar brezoneg d'ar vugale, o deus gwelet pell 'zo, ar blijadur a ra se d'ar Vretoneg vihan. Sur oun eo ar mare-se, eus ar sizon, ar gwella evito. *Lorc'h ha fougé a vez enno gant o leor brezonek :* ra vez kement-all ennomp-ni.

Eur sellig a-drenv

Kemerit niverenn ziweza « Feiz ha Breiz » hag az-gwelit an nebeudig kentelliou a zo eno evidoch. Chomet e oamp asav, war an 12vet kentel.

Kendalc'homp

Kentel 13. — Bez ez eus lizerennou hag a zo heñvel a-walc'h diou ha diou : « K, g » — « p, b » — « t, d » — « s, z »

Kaletoc'h, avat, eo ar genta eus an diou lizerennou-se, ha blotoc'h pe dousoch an ell. — Dre vras, lakaet e vez an eil lizerenn, da echui an anoiou, hag ar genta, er geriou all : brug, arnok — mab, pep — tad, palat — kroaz, degas.

Geriou a zo, evelato, ha n'int ket anoiou hag a zo blot (douce) o lizerenn ziweza, en abeg d'ar-geriou deveret diouto (mots dérivés) : Ped, a zo eun d'enniañ, abalamour ma ro : pedi, pedenn... Kred, a ro :

kredi, kredenn. — Goustad, a ro : gous-tadi...

Anioiu-gwan a zo (des abjectifs), evel koz, ruz, druz, nevez, kriz... a gemer eur « z », e-lec'h « s », o vez ma teu al lizerenn-se diwar ar « C'h ». Gwenediz a larvar atao : koh, ruh, druh, neveh, kriz... E Kerne ne vez ket distaget ar z-se alies : ru, dru, neve...

Grit d'ar bugel distaga mat lizerenn-zivez eur ger : kalet (kalette) ; parrez (parrête) ; komzit (komzitte) ; treut (treute)...

KENTEL 14 — ill — ill.

Ar geriou galleg « bille » ja « ville » n'o deus ket an hevelep distagadur (pronunciation), daoust d'ezo da vez skrivet heñvel. E brezoneg e raer eur c'hennet etre an daou son-se : « bille », « ville ».

Evit ar son kenta e vez implijet ill, hag ill evit an eil.

Teurel evez, koulskoude, e vez distaget ill, en eur rei al lizerenn « I » muioc'h da santout eget e galleg.

Ar gentel-mañ ives, a vez mat he lenni alies-alies.

KENTEL 15 — « y ».

Al lizerenn « y » e brezoneg, a zo eur gensonenn (consonne). Sini, pe skei a rawar ar vogalenn a vez atao war he lerc'h ma ra ganti eur silabenn hepken : Ya, Yar, Yer, Yen... ha n'eo ket : i-a, i-ar, i-er, i-en.

Implijet e vez, evelato, e amzer-da-zont (futur) verbou a zo, e-giz vogalenn : la-kay (laka-i) ; ray (ra-i), en eur silabenn.

KENTEL 16. — « Gw » — « W ».

Amañ e krogomp gant eur gentel eun tammiñ diësco'h. Taolit evez mat ouz ar reolennou I ha 2 hag o dispiegat d'ar vugale skléra ma c'hellot, evel ma ouzoc'h hen ober.

I. Gwerenn (gouérenn), ar werenn (ar vérenn). Met Tregeriz a lavařo : ar oué-renn. — gwir (gouir) ; euh dra vñr (vñr) ; ouir e Treger...

II. Gwazed (gouazé) ; ar wazed (ouazé) ; gwasa (gouassa) ; ar wasa (ouassa)...

III. Taolit evez ouz « war », hag ar geriou diveret dioutañ : war : var, e Leon hag e Kerne. Treger, avat, a lavar atao : ouar.

KENTEL 17. — ñ : ã, ê, ï, ü.

Distagadur ar gentel-mañ a zo da vez studiet piz. Betek-hen eo bet boazet ar

bugel da zistaga al lizerenn « n » : an : an-ne ; en : ène ; in : ine...

Deskit d'ezan bremañ e tle al lizerenn-mañ chom divouez (muiste) pa vez warni eun dildenn, hag e tle ar vogaleun a zo en he raok beza distaget dre ar fri.

Distaga (prononcer) amañ, evel ar ger galleg : « charmant », - emañ, evel « présent » - boumañ, evel « pouvant » - gantañ, evel « pensant » - lañs, evel « lance » - heñvel, evel « étincelle » - kuñv ; n'eus e galleg son ebet da roi hemañ ; eun « u » eo da vez distaget dre ar fri.

II. Distaga : an hañv, evel e galleg : « un an » E Kerne e lavarer ; an hañv. Al lizerenn « v » ne vez distagat tamz ebet ; intanv (intaoñ) - kañv (kaon) - an neñv (an né, distaget dre ar fri : an néou e Kerne) - bleuñv (bleu, distaget dre ar fri). « v » ne vez ket distaget tamm ebet.

KENTEL 18. — E pep ger e weler amañ, diou pe deir gensonenn lerch-ouz-lere'h, ar pez ne weler ket kalz e galleg. Ret eo rei mat da intent, pep hini eus ar c'hensonennou-se.

Eur pennad yezadurez

Ar ragano gourfenger "or"

Setu aman c'hoaz eun nebeud skouerriou :

Arabat eo kaout kas ouzor an unan.

Il ne faut pas se hair soi-même.

Ganeor an unan eo e vez ar muia a boan. C'est avec soi-même qu'on a le plus de peine.

Fall eo chom re hir da gompreñ eunor an unan. L'instrospection prolongée est funeste.

Ac'honor an unan n'heller ket ober kalz a dra. De soi-même on ne peut pas grand'chose.

Pa vezor o tastumm danvez d'or an unan... Quand on théâtrise pour soi-même...

Waror an unan eo skei. C'est sur soi-même qu'il faut frapper.

N'eo ket waror an unan eo kaout aouin. Ce n'est pas soi-même qu'il faut craindre.

Drezor an unan e c'heller dont a Benn. On peut arriver par soi-même.

Pa vezor re gounnaret ez aer er maez ac'honor. Quand on est trop en colère on perd le contrôle de soi-même.

Ober hervezor an unan eo ar gwella. Le mieux est de suivre son propre aïs.

Kenetrezor paotred-yaouank eo aes en em glevout.

Beza a du ganeor an unan. Anez d'or an unan alies e vijer curusoch. Abalamour d'or an unan.

Hag evel-se evit an holl araogennou : dindannor, nemedor, dreistor, heptor. Komz alies diwarbennor an unan a zo kasaüs d'ar re all.

Peurvua e lakaer ar ger : an unan da heul an araogenn, met ne vez ket ret atao.

Estregedor a zo pinvidik : d'autres que soi sont riches. Pa deu tud davedor n'eos ket brao o digoufia re vuau : Quand des

Pa ouenza ar bugel an 18 kentel-mañ, e vezou goust da lenn mat ar brezoneg.

Diwar neuze e vezou galleg e lakaat da lenn an eil lodenn eus al levr.

Gwelout a reot e tevio gantañ « Kar-naouenn an alehoueder » pajenn 35, evel en eur c'hoari, eun tamm brao gwelloc'h eget n'eus forz pe seurt lennadenn c'hal-lek.

Gant ma reot eun hanter eur vat a vrezoneg bep sizun, e vezou ret d'ezoch tri mijz da vibana, evit gwelout an 18 kentel en o fez.

Ret e vezou, avat, goudeze, distrei wa-ruo alies.

HAG AR GERIADUR A ZO EN TRE-DE LODENN ?

Ar geriadur-se, a c'hello beza roet d'ar vugale da zesk, a lodennou bihan, lakaat, dek pe hemzek ger, bemdez. Talvoudus bras e vezou zoken, evit deski galleg.

Kenavo an niverenn a zeu, ha da chor-toz, bec'h atao d'al labour ! gant lorc'h, evit Doue ha Breiz.

Ar Skolair.

personnes viennent à vous (à soi) il n'est pas convenable de les éconduire trop vite. Pinvidik e'ch egedor a gaver : on trouvé plus riche que soi. Araozor e kerz ar skeud : l'ombre avance devant soi. Pa vez eur c'holc'hed vlot diudanner : quand on a un matelas souple sous soi. Ober vad endro d'eor : faire du bien autour de soi.

KELEIER

HOR CHENVROIZ O KLASK REPUBLIC

Bezomp madelezus e kenver tud ar c'hérou a rank tec'het war ar maëz a-raok ar bombezadegou ; meur a hini anezo n'o deus mui na ti nag oz ! Eun druez !

SUL AR BREZONEG

Gant skoazell Kenvreuziezh ar Brezoneg Eskopti Kemper ha Leon, savet a nevez 'zo dre urz an Aotrou 'n Eskob, e vez graet, e Cleder, d'ar 7 a viz meurz a zeu, kenta Sul ar brezoneg, gant kenstrivadegou disprega, prezeg, kana ha c'hoari.

XXXvet GOUEL AR BLEUN-BRUG.

Ar re o deus c'hoant da gemerout perz e kenstrivadegou ar Bleun-Brug a gayo o danvez e Feiz ha Breiz miz genver diweza, p. 242.

Ar re o deus c'hoant da gemerout perz e kenstrivadeg ar c'han a c'houlenno toniou ar c'chantikou evit soprano, alto ha tenor, ouz an Dimezell Gen. de Kermenguy, maner Kerouzéré, Sibiril dre Gastell-Pol.

FRANKIZOU BREIZ.

150 vloaz a zo bet d'an 30 a viz genver diweza ma varvas Markiz ar Rouerie. Hen eo a savas eur Gevredigez Vreizek, evit difenn frankizou Breiz, diskaret gant Dispac'hien 1789.

BEZ YANN V

Ker an Naoned he deus roet 5.000 lur, evit bez Yann V ; ar gér-se n'he deus ket bet a vez o tiskouez emañ e Breiz. Hor choueka gourc'hennou da Guzul Ti-Ker an Naoned.

EUREUJOU.

D'an 30 a viz kerzu eo bet eureujet, e iliz ar Vadalen, e Paris, an A. Baron Pichon-Longueville, gant an Itron Harjes.

D'an 30 a viz genver eo bet eureujet, e iliz an Itron Varia douget d'an nenv, an A. Yann Sicard, alvokad, gant an dimezell Anna Mari Battier.

Feiz ha Breiz a ginnig d'an dud nevezse e wella gourc'hennou.

GINIVELEZIOU

Annaig ar Floc'h he deus ar blijadur da gemenn d'eo'h ginivelez he breur bihan Fanch Reun, e Dinan, d'an 30 a viz genver 1943.

Hoel Caouissin a zo curus bras o kemenn d'eo'h ganedigez e c'hoar vilan Isult, e Landerne d'an 28 a viz chouevrer 1943.

Hor gwella gourc'hennou d'ar gerent, ba buhez hirr d'an daou Breizadig-se.

Ar pez a gaser ganeor a gaver : on trouve ce qu'on emporte. En em glevout etrezor eo ar gwella. Pa vez prez warner e reer-labour fall alies.

Setu aze eur binvidigez eus hor yez hag a ve mat d'eomp en em vataat anezzi.

V. FAVE.

AR MIZ

KANVOU.

D'an 12 a viz genver eo bet beziet, e Coray, an A. Bihan, noter, eun difenpour mat e oa dar brezoneg.

D'an 13 a viz genver eo marvet, e Bourg-la-Reine, e kichenik Paris, en e nao biaoaz ha pevar ugent, an A. Adrien de Carne, Rener aenor Kevredigez broadel Breiz. Pemzek pez c'hoari ha tri ugent en devoa savet e brezoneg.

An A. Fur, dean skol ar Gwir e Paris, maro e Evry-Petit-Bourg, d'an 21 a viz chouevrer.

Eur studiadenn, eus ar chenta, savet gantan war gwirioù ha dleadur ar Frans e kenver Breiz, a gliczas Studiadeg Bleun-Brug Plougastell, er bloaz 1937.

Doue ra bardono an tri Breizad mat-se.

D'an 22 a viz c'houevrer eo be beziet e Landerne, an A. Y. Porhel, unan eus labourien moulez Bro-Leon ; unan eus e labouriou diweza, a oa Feiz ha Breiz genver. Chouec'h vloaz war nugent n'en devoa ken !

BREURIEZ AR FEIZ

Liziri Breuriez ar Feiz, Ebrel-Gwengolo 1942, o tisklaeria an aluzenou roet gant Eskopti Kemper ha Leon, er bloaz 1941, a ro da anaout ez eus bet savet, er bloavez-se, en eskopti, eun aluzen a 1.058.029 lur, evid ar visionerien hag ar pez a zo eur blijadur hag eur gentel, war an hevelep tro eo gwelet eo ar parrezioù brezoneka, ar parrezioù brokusa : Tregonou, 8 lur 41, dre zen ; Sant Divy, 8 lur 21 ; Landrevarzec, 7 lur ; Treouergat, 6 lur 16 ; Gwipronvel, 5 lur 35 ; Kersent-Plabennec, 5 lur 11 ; Coat-Meal, 5 lur 03 ; Lamber, 4 lur 38 ; Lanrivoare, 4 lur 33 ; Plouguin, 4 lur.

EVIT BEZ YANN V.

An A. Guivarc'h, Landerne, 50 lur ; an Tad Tanguy Pont-Château, 5 lur ; an A. Maze, Landunvez, 10 lur ; an A. Peron, Molenez, 25 lur ; an A. Riou, Montainville, 10 lur.

LEORIOU AR BRIZONIDI.

An Tad Tanguy, Pont-Château, 10 lur ; an A. Maze, Landunvez, 30 lur ; an A. Merrien, Lanhoulégn, 20 lur ; an A. Dyévre, Paris, 20 lur.

EMBANN.

Klask a reomp an niverennou-mañ eus Feiz ha Breiz :

1921 — Ebrel, Eost, Gwengolo, Here-Du, Kerzu. 1923 — Gouere, Here. 1925 — Kerzu. 1926 — Genver. 1927 — Mezeven. 1928 — Genver, Meurz, Ebrel, Mezeven, Gwengolo, Du, Kerzu. 1931 — Ar bloaveiad a-bez. 1940 — Genver.

Paet mat e vezint. Skriva da Youenou, 20 Stred Waldeck-Rousseau, Roazon.

DANEVELLIGOU WAR BREZONEGERIEN

Roparz Hemon en e brezegennou skinomzet gant Radio Breiz war « Tud hon eus anavezet » a gonte d'eomp eur pennad a zo, danevelligou diwar o fenn hag a vez lennet gant plijadur :

« Geriadur an Ao. Ernod »

An hini a dlee bezan rener Gwalarn, a yeas da welet, e Paris, pa oa studier yaouank, an A. Emil Ernod, gouziek bras war ar yezou keltiek :

« Edo d'an ampoent o labourat, a lavaras d'in. eme R. Hemon, war eur geriadur brezonek-gallek. An hini eo a dlee bezan embannet e ti Prud'homme e 1927. Eur bern golooulizer melen a oa a stlabez war an daol dirazan, leun-kouch a dammou paper a bep ment, trouc'het ha roget n'eus forz penaos.

« War an tammou paper-man, « emezan », eman merket geriou va geriadur nevez ! ».

Sabatuet e chomis. « Peñao », a sonjis, « e c'hell heman dont a-benn da sevel eun oberenn a c'houlen kement a urz hag a aked gant paperoù ken diskempenn ? ».

Lavaret eo bet d'in abaoe e laboure Emil Ernod diwar envor dreist-holl. Hen kredi a-walc'h a rasen. Rak eun hevelep dervéz ha ni o kaozeal diwarbenn e levr braz « Geriadur ar Brezoneg-Krenn », ha me o klémm pa ne gaven ket tra pe dra al levr-se. respontas d'in raktal :

« War ar bajenn-man-pajenn e kavot ar pez a glaskit ». Hag e roas d'in niverenn ar bajenn difaz war an taol.



CARMEN HA MANON E KELCH' KELTIK PARIS

Pa oa c'hoaz studier e Paris, R. Hemon, a zarempred evez evel kement Brezoneger diyoet, Kelch' keltiek Paris, renet neuze, gant kalz a ampartiz gant A. Eujen Regnier, — Doue r'e bardono —



« Tud a bep seurt eme R. Hemon, am eus gwelet en e di. Ar reolenn en doa dibabet oa rei degemer mat d'an holl. Eur wech en em gavis eno gant eur paotr hag eur plac'h yaouank, a ganas d'eomp. — e galleg, anat eo — unan eur pennad eus Manon, egile eur pennad eus Carmen. Pa voent aet kuit, Eujen Regnier, en eur c'hoarzin, a lavaras d'in :

« Na vezit ket souezet. A-benn eur miz, an daou-man a gano toniou eus ar vro, c'brezoneg. Evelse o fakan holl : o lezel a ran da zibunan pez a gavont brao. Neuze e teskan d'ezzo karout traou bravoch'. Eurus oc'h c'hoaz pa n'oc'h eus klevet nemet Carmen ha Manon. Traou iskisoc'h am eus me klevet. »


AN IWERZONAD HAG AR BREIZAD

An Iwerzonad Lord Mac Giolla-Bhridhe, brudetoc'h e Breiz dindan an an a Lord Ashbourne, marvet warlenc e Compiègne, en devoa eur gasoni iskiz ouz ar zaozneg, yez mac'homerien e vro. Morse ne goueze eus e vuzeillou eur ger e yez Shakespeare. Ha setu aman penaos e teuas Roparz Hemon da veza deuet fall d'ezan :

« Aet e oan da Zulenn, emezan, gant Bretoned all d'eur Ch'endalc'h Hollgeltiek. Eno e kejis gant Lord Ashbourne. Kentan tra a lavaras d'in a voe : « Choui Bretoned, arabad d'eo'h aman klask komz saozneg. Diskouezit da dud ar german ez eus yezou all estreget ar zaozneg milliget. Komzit brezoneg etrezoc'h, ha gant tud ar vro-man, komzit galleg, me ho ped ».

Va c'hredi a c'hellit, n'hor boa c'hoant ebet da gomz galleg, dreist-holl dirak Dulenniz, a oa re dechet da ober « the little Frenchmen » ac'h anomp. Eur brezegenn a ris e saozneg e skol veur Dulenn diwarbenn Breiz. Biskoaz n'oun bet pardonet gant Lord Ashbourne, ha ne skrivas d'in goude nemet lizerou bihan ha berr. da gemenn d'in ar pez en doa da gemenn ha netra ken.





DA
WAB...

Pevar gantik a zo ganen
D'an Doue, d'ar Roue, d'an den,
Bet o fevar, em liorz kloz,
Ganin kavet, dec'h, a-raok noz.

Ar c'henta eo hini an trec'h ;
War an diaoul eo kouezet va brec'h
Dreist ar bed eo bet sounn va fenn,
Fresk em eus miret ma sac wenn.

Kan ar pried eo an eil gan :
Her graet em eus gant flamm ha tan,
Rak er garante hag er fe
Omp bet eureujet, Krist ha me.

7. 1. 43. J. L'HELGOUACH

Koumanant bloaz : 30 lur.

Koumanant strollet, pa gemerer d'an nebeuta 5 niverenn : 25 lur ar goumanant.
FEIZ HA BREIZ EO KOSA, KAERA HA MARC'HADMA'A KANNAD A C'HELL KAOÛT AR VRETONEZ.
Kas an arc'hant d'an A. Yann-Vari Perrot, Rener Feiz ha Breiz, Scrignac (Finistère).

C. C. P. 21.802 Roazon (Rennes)

FEIZ HA BREIZ a dle kaout dor zigor e kement
ti kristen e vez komzet ennan brezoneg.

...DOUE

Gant komzou rijus hâ laouen
Eo graet va zrede kanaouenn :
Ar goulmig c'hlân d'an neb a gar
Enni kaera traou 'zo a lar.

Ar bedervet n'eo ket prest c'hoaz,
Ne vo echu nemet warc'hoaz ;
N'eo ket graet evit noz ar feiz
Met evit sklaerder splann an deiz,

Ma vo e ti e Dad, Doue,
Ar C'hrist galvet, Mestr ha Roue,
Hag, er baradoz, ma kano
An holl méuleudi d'e ano.

dirak
an
nevez-
amzer

Nebeut ha nebeut co tec'het adatre ar goanv diouz hor bro Breiz Izel.

Evit gwir, n'hor bezo ket bet da glemm re-an-holl outan, er blos-man.

Ne ouzon ket, zoken, hag ar re gosa, en hon touez, o defe sonj da veza gwelet eur goanvez all oc'h ober he zreuz ken braoik, ha ken dic'hloaz !

Eun nozvezjad reo bennak, tammou avel c'hagn, a vare da vare, setu an holl yenienn hor bezo bet. An erc'h hag ar skourn... Chomet e rankont beza, er goanv-man, da vouzat war gern Menez. Are.

Ha gwella-se eo bet evidomp holl, pa oa ken difouunn ar berniou keuneud, ha ken tano an dilhad !

Petra vije déuet kalz da veza, ma vije bet kalet ar goanv, evel a-wechou ?

Ailhen, glebor, doureier, o ! an dra-se hor beus bet hor gwalc'h gwir eo, epad miziou Kerzu ha Genver. Met, evel m'eman ar c'hiz da lavaret : « Warlerc'h ar glao... teu amzer vrao. » Amzer vrao hor beus bet iveauz, betek rei d'eomp da grédi, oa difourket 'miz mae, daou viz, a-raok e boent...

Ha setu ni, breman adarre, er mare dudiusa eus ar blos, ar mare a blij kement d'hor c'hoantou den, hag a anvomp-ni, e brezoneg, eus an ano kaer a nevez amzer, abalamour d'an nevezentiou

bras a zigas e buhez hor parkeier, hag iveauz c'eneou ar gristenien.

An nevez amzer ! Ya, deuet eo, goude beza bet gortozet gant an holl, muioc'h marteze, er blos-man, eget er blosavezioù all. Deuet eo, didroidell e lagad, lirzin e zremm, dibreder hag edro, evel eur bulig o c'hoariellat ouz e vamm.

Deuet eo, henvel outan e-unan, gant e oabl glas, c'hoennou heol tomm, hag e ezennig klouar ; gant e c'hlazvez hag e vleuniou ; gant e c'houez vat hag e ganiri ; gant e yaouankiz hag e c'hened ; en eur ger, gant kement a ra d'ezan beza an nevez amzer, gant kement a ra plijadur d'hor c'halonou, ken c'hoantus...

Ha kouskoude, dirak an holl splanner a fuilh dirazomp, hag en-dro d'eomp, pa gan pep tra o joa hag o levinez, pa ziskouez ar plant hag al loened beza ken eurus o veva, ni, tud reuzeudik ma z'omp a ranko, er blos-man c'hoaz, chom trist ha glac'haret, o sonjal er stad mantrus m'eman enni ar bed paour, o welout iveauz hor poaniou o vont war gresk muioc'h mui.

Evel daou ziskibl Emmaus, da abardez Pask, ni iveauz hor boa fizians start warlene, e vije bet echu hon trubuilhou a-benn an nevez amzer-man. Ha padal al lazerez, an dismantrou, hon anken a gendalch gwasoch' eget biskoaz, hep na

welfemp c'hoaz goulou deiz ebet o lugerni e kreiz an oabl tenvall...

N'eus ket da lavaret nann, an douarou, koulz hag an amzer, a zalc'h aketus da lezeniou o c'hrourer, ne faziont ket er gefridi roet d'ezo, da bourvei da ezomionu an dud.

Sellit ouz hor parkeier : ar greun, hor boa taqlet er pri, a zo hirio geotennigou glas, beo-buhezeck ha seder. Bennoziou kenta Doue a zo kouezet warno, ha din dan bannou heol an hanv, e kreskint hep dale, hag e tougint pennou ed, e c'hel limp ganto ober bara ha terri hon naon!

An' dud co, en o follentez, o tec'hout diwar an hent merket d'ezo gant Dote, a had ar freuz, hag a skign an dizurz er bed. Penaos beza souezet ma rankfent ken alics eosti ar gasoni hag ar brezel ?

Abalamoir d'o fec'hejou eo, evit o c'hahtiz, eman ar broiou er stad m'ement :

« Nep ne zent ket ouz ar stur
Ouz ar garreg yelo sur.
D'ar broiou, evel d'an dud, Doue en

devoa roet e lezenn. Al lezenn-se oa ar stur evito. Heuliet mat, he defe miret d'eomp ar peoc'h ha roet d'eomp, zoken war an douar man meur a damm curusted c'houek.

Met siouaz, na Doue, na Mestr, a la vared re alics, hag e rankomp, holl hirio, plega hor choug dindan yuta mestrez a zo er bed : *ar boan*.

Gant ma tigemero, da vihana, an dud he c'heteliou, ha ma teskint ganti bezafuroch en amzer da zont !

Ni kristenien a oar hor beus kaeroc'h da ober en amzer-vreman. Bez 'hor beus da denna talvoudegez eus hor poaniou evit pinvidikaat hon encou. Bez hor beus oc'h en em harpa war hor feiz, da chom start en hor sav e kreiz ar bartad...

Evel ma tremen ar goanv, ar barrad a dremono iveau.

Dirak an nevez amzer, dizroet adarre warlerc'h ar goanv, troomp eta hor c'halonou, daoust da bep tra, war-du an esperans hag ar fizians.

L. B.

An neiz er C'hragou

Eun devez, d'an nevez amzer, daou labous bihan a stagas, gant kals a garantez, da ober o ncizion.

Unan anezo a gavas eur wesenn hag a zavas e neiz war he skourrou, en eul lec'h eus ar re goanta, en eur flourenn marellet gant ar bleuniou a daole c'houez vat diouto, tu ha tu ; eur ster, e kichen a gerze, en eur hiboudal hag he dour a lufre, evel perlez, ouz bannou an heol hag, en nos, e weled ar stered o para ennan.

Gwall amzer a deuas eun nosvez ; ar ster a zic'hlanias hag a c'holoas ar pra-jou, tro war dro ; diouz ar beure, ar wezenn a oa diskaret ha ti al labous freget. Savet en devoa e neiz re izel ; her graet en devoa hepken diouz an amzer vrao, diouz an deiziou heol ha sioul hag an nosvezhou steredennet.

Al labous all a bignas war ar C'Hragou hag a zavas e neiz e toull eur garreg koz ; tamm ha tanim e leuas da veria leun a laboused bihan ; ar gorvennenn he devoa graet kement a freuz en draonienn

a oa tremenet dreist ar C'hragou hep loc'h an neiz hag hep e lakat da grena.

Diouz ar beure, an heol a zavas adardeken kaer ha biskoaz ha ti al labous a oa atao en e zav !

Ha c'houi, petra rit ?

Daoust ha sevel a rit ti ho kalon etre skourrou glas karantez an den hepken, e traonienn goant ar vuhez, harp ouz ster plijadur an douar, el lec'h ma klever eur c'houez vat dudius ?


Pe her sevel a rit e kreiz ar C'hragou, war ar roc'h kalet n'hell ket iwinou yut an amzer he dispenn ?

Daoust ha c'houi a zav hepken evit an deiziou heolbet kaer pe zevél a rit kén-kouls all evit ar gwall amzer hag an avel dirroll.

Ma fell d'eo'h sevel ti da badout, savit hen war ar roc'h ma 'z eo Hor Zalver Jezuz-Krist.

Klask hep Hor Zalver sevel ti
'Zo bernia mein hep lakat pri !

AR BREZONEG ER PARREZIOU ⁽¹⁾



...An dud ne gomprent ket atao maf a-walch'h perak e tieont chom stag ouz arb'rezoneg, hag ouz kement a ra kaerder Breiz, gant he Feiz, he gizlou fur, brud vat he bugale...

Ne garont ket a-walch'h o bro ! .

Labour kenta « Kenvreuries ar Brezoneg » a zo bet graet war dachenn ar skoliou ha n'hou eus nemet meuleudi da rei d'ez evit ar frouez en deus taolet he labour : en holl skoliou kristen pe dost, — unan bennak a rank chom atao warlerc'h... ha diouer levrion a zo, — e vez hiviziken desket lenn ha skriva brezoneg. Laouen eo bet peur-liesa ar gerent eus an nevezenti-se ; deuet int buan da gompren n'hell beza nemet talvoudus bras evit o bugale deski mat diou yez.

Eun dachenn all a zo breman da staga ha da genderc'hel ganti da vat : ja chenn ar parreziou hag an tiegesiou.

War maeziou hon eskopti hag e kalz tiez er c'hériou zoken ar brezoneg eo

stetienn ar vuhez pemdeziek : yez an darempredou etre tud an hevelep ti, an hevelep karter pe barrez, yez al labour ha yez ar c'hoariou, yez ar spered ha yez ar galon... Sklaer eo neuze 'ta e tie ar brezoneg chom yez ar vuhez kristen, yez ar bedenn en ti hag en iliz, yez an darempredou gant Dote, anez e vo ar vuhez kristen, buhez an ene, distaget, dispartiet diouz ar vuhez gwirion.

Petra da ober ?

1. Ober katekiz e brezoneg. Penaos kredi e ve graet katekiz e galleg da vu-

(1) Kemenadurez embannet gant an A. Duparc, e « Semaine Religieuse » an 9 a viz ebrel diweza.

gale ar parreziou diwar ar maez ha prezeget d'ezo ar *retrejou e galleg*? Mar dor aet re bell war an hent-se e parrez pe barrez eo poent bras dont war ar c'hiz. « Kenvreuriez ar Brezoneg » a zo karget da embann eur c'hatkiz bihan nevez ; fizians hon eus e vo gellet e gaout obenn miz gwengolo ; plijus e vo d'ar vugale ; tro vrao d'ar skoliou ha d'ar parreziou da lakaat ar vugale vihan war ar c'hatkiz brezonek.

2. Derc'hel mat d'ar *c'hantikou* brezonek. Plijout a ra d'an holl levr kantikou an eskopti ; kaeraet eo bet c'hoaz warlene, n'eo ket lavaret en dije eskopti ebet dudiusoc'h kantikou gant o zoniou ken brao hag o c'homzou ken pouezus. Ha neuze komz a reont da galon ar re goz hag ar re yaouank ; pec'hed e ve o dilidou.

3. Poueza war ar vistri hag ar mestrezed-tiegez evit ma vo dalc'het da lenn *Buhez ar Zent* diouz an noz ha da lavarout ar *grasou* asambles. An tiegez a zo evel eun iliz gant he fedennou hag he lezel.

4. Eur c'hiz all a zo hag a ya da fail e lod parreziou, ar *pedennou dirak ar re varo* hag ar pennadou lenn a veze graet a-hed an *nosweilhou* (arrestou). Petra vez lakaet en o flas siouaz ! Mat e vefe da « Genvreuriez ar Brezoneg » embann eul *levrig pedennou* hag a zervijfe evit kement-se. Ar « *grasaouerien* » koz a ya gant Doue ar eil goude egile hag ar re yaouank ne zeskont ket lavarout ar *grasou* ; gant eul levr, n'eus fors piou, ma oar lenn, a c'hellfe derc'hel ar c'hiz vat. se.

5. Breman eman' ar c'hiz, dreist-holl gant « *Yaouankizou Kristen ar Maeziou* », paotred ha merc'hed, da ober euriou *pedennou* pe *beihadennou en iliz* pe c'hoaz da heuilh an *ofercenn war zi-viz*. Al levriou brezonek eo a zo da implija evit kement-se er parreziou diwar er maez ha n'eo ket al levriou galleg eo ; a-hent all e vo abred diou barrez en unan, torret e vo al liamm a zo o staga an daou rummad, ar re yaouank hag ar re goz. Renerien yaouankizou kristen ar Maeziou a embann bep bloaz le vrouigou talvoudus war ar poent-se.

6. Er *gador-zarmon* ; gant ar brezon neg eo e bleer displega ar gwirioneziou kristen ha rei an aliou er parreziou diwar ar maez, peogwir eo ar brezonieg yez ar barrezioniz. War an dachenn-man ez eus bet roet re a blas d'ar galleg e meur a barrez war zigarez marteze ober plijadur da unan pe unan. Piou a lavaro ar gaou a zo bet graet ouz ar feiz en doarc-se ? N'eo ket ober plijadur da unan pe unan eo a zo da ober met ober vad d'an holl. Mad ar barrez a-bez a c'houenn e ve graet ar prezegennou e brezonieg. Dont war a-drenv a ve da ober ha da vihana chom hep mont pelloch gant an hent-se. Diwar breman e c'houennomp na ve ket kresket lod ar galleg er gador-zarmon e parrez ebet nemet aotre a ve bet digant an aotrou 'n Eskob.

7. An dud ne comprenont ket atao mat a-walch'h perak e tleont chom stag ouz ar brezonieg hag ouz kement a ra kaerder Breiz gant he feiz, he giziou fur, brud vat he bugale ; ne garont ket a-walch'h o bro. Setu perak eman c'hoaz e sonj « Kenvreuriez ar Brezoneg » servel er parreziou « *Sulvez ar Brezoneg* » evit enori hor yez. En derivez-se e vo graet kenstrivadegou (concours) etre bugale ha tud yaouank war al lenn, ar skriava, an displega, ar c'hana, ar brezegerez e brezonieg ; bez e vezou eun' abadenn-c'hoari gant peziou, soniou, rimadellou e brezonieg ; eur ger a vo lavaret en iliz diwar-benn an herez kaer bet d'eomp digant hon tadou : feiz hor *zent koz* ; feiz ar Vretoned en amzer vreman (ken brokus evit Breuriez ar feiz, kouls gant he arc'hant evel gant he mibien hag he merc'hed aet da visioner, etc.) ; boazamanchou kristen ar vro en tiegezioù hag er parreziou ; an never hon eus da jom feal d'an herez-se, d'e binvidikaat c'hoaz, da skoulma an amzer da zont ouz an amzer dremenet ; da jom feal d'ar brezonieg, gwellla berveg o virout ouz hon herez da gouenza a dammou ha da vont da netra... etc...

Taolomp evez ! n'eo ket mat e teufe yez ar feiz, yez ar bedenn da *vega* dis-henvel diouz yez ar vuhez pemdeziek, diouz yez ar garantez, diouz yez an darmpredou... ar relijon a vefe neuze

eun dra bennak e-kichen ar vuhez gwirion e-lec'h beza unanet start ganti, gwirizienet douz enni ; ne rofe mui lusk ebet dezi. Gant ar relijon e vefe blaz eun dra bennak diavez-bro hag ar veleien, bugale ar vro dre o goutenn hag o gwad a zeufe da veza diavacezidi etouez o zud. Ha koulskoude ar Vretoned o touara war zouar Arvor a oa dija war o zal merk ar vadeziant, mèret eo bet menoziou o spered ha santimanchou o chalon gant furnez an Aviel ha karantez an Aotrou Krist hag ar Werc'hez

lia breman eus kalon ar bobl vreizad eo e tarz ar seiz kristen ; siclet eo bet an unvaniez etre ar Vretoned hag an Aviel gant santelez rummadou ha runmadou tud, ar brezonieg eo unan eus gwella difennourien ar ziell-sc.

Dalc'homp d'ar brezonieg ha bezomp lorzh ennomp gant hor yez ; n'hon eus digarez ebet da gaout mez na gant hor yez na gant hor gouenn. Miromp ar brezonieg hag ar brezonieg a viro d'eomp ar feiz.

MOUEZ HOR RE YAOUANK :

Perak e tleomp

derc'hel d'ar brezonieg !

Priz kenta ar prezegerez e Kleder évit sulvez ar brezonieg, d'ar 7 a viz meurz.

Paotred yaouank, va mignoned,

Perak e tleomp derc'hel d'ar brezonieg, e anaout hag e implija muioc'h-mui ? Abalamour ar brezonieg eo yez hor c'havell, abalamour ar brezonieg eo yez hor spered, abalamour eo yez hor feiz.

Ar brezonieg eo yez hor c'havell : war barlenn hor mamm hon deus desket ar brezonieg ; ar geriou kenta hon deus chaoket a zo bet komzou brezonek ; p'en bet distagellet hon teod, ar brezonieg eo en deus roet tu d'eomp da lavarout ar pez a dremene en hor spered hag en hor c'halon.

M'eo yez hor c'havell, ar brezonieg a zo dreist-holl yez hon tud, yez va zad, ha yez va mamm. Nach ar brezonieg a ve nach ar c'haranteziou brasa hon deus war an douar. Chom hep komz brezonieg a ve serri hor spered hag hor c'halon ouz teneridigez kalon eun tad koz pe eur vamini goz, ha ne ouizont nemet brezonieg. Biken ne drouch'imp al liammou startse hon dalc'h c'hoaz stag ouz brasa tenzoriou hor buhez : eun tad koz pe eur vamini goz, eur vamini garet pe eun tad doujet...

Ar brezonieg eo ives yez hor spered Eur spered breizat hon eus holl, kaer hon dezo ober, kaer hon dezo deski galleg, saozneg, pe alamaneg, hon teod a chomo breton, ha muioc'h c'hoaz eget hon teod, hor spered, hor c'halon, hag hon ene a chomo dalc'hmat breizat. Ar pez a sonjomp e brezonieg ne c'hell beza displeget mat nemet e brezonieg. Ar brezonieg eo yez hon natur vreton. Gwella ha kae-ra kavadennou hor spered ne c'hellont beza displeget nemet e brezonieg, ar brezonieg a chomo atao yez hor c'halon.

Goulennit digant ar misioner breizat a guita e vro evit mont da brezeg ar feiz d'ar broiou estren. Pa vezou deuet e vleo da wenna war e benn, pa blego e skoaziou dindan samm pounner ar vuhez, goulennit digantan petra ra ar muia vad d'e galon, petra lak ar muia a zousder d'en em zila en e ene, ma n'eo ket soniou flour Breiz-Izel, ma n'eo ket gwerziou kaer bro e gavell.

Goulennit digant ar brizonerien peseurt labour, peseurt c'hoari a bli ar muia d'ezo e kreiz o ztistidigez ma n'eo ket komz ha lenn brezonieg, c'hoari peziou kaer

skrivét e brezoneg ? Beza ranker beza kuitact ar vro evit gouzout pegeñ doum eo skrivet ennomp lezenn venniget ar brezoneg.

Eul leor kaer a zo savet gant an aotrou Roparz Hemon, e lenner warnan kement-man : *Eur Breizad oc'h adkavout Breiz ! Va mignoned, ezom hon deus holl da adkavout Breiz, da adkavout he yez, da adkavout he spered-hag he doare beva. Neuze met neuze hepken, ar brézog a chomo beo en hon touiez.*

Erfin ar brezoneg eo yez hor feiz, yez ar zent koz o deus hadet e douarou Breiz haden priziis an aviel, yez an esbibien hag ar veleien santel a zo deuet war o lerc'h siag o deus poaniet kement da zelc'her ha da astenn en hor bro lezenn dous ha santel hor Sâver Jezuz-Krist ! Ar brezoneg a zo evidomp eur yez sakr. An holl yezou all e poent-pe boent eus istor ar bed, o deus chachet ganto hudurnez, pe falloc'h c'hoaz ; gevier ha falz kredennou. Etr yez hepken hor brezoneg muia-karet, n'he deus morse anavezet na diotachou sot ha falz kredennou.

O brezoneg, o yez santel, eme an Tad Maner, morse den ebet n'en em sévichas

ac'hanot evit prezeg eun aviel kontrol da hini Jézuz ! Ar brezoneg hag ar feiz a o deus atao en em glevet mat en hor Breiz. En em skoazella o deus graet atao ha n'eo ket d'eompp-ni tud yaouank la-kat freuz etrezo. Ar freuz a chach reuz war e lerc'h. Va mignoned dalc'homp d'ar brezoneg hag ar feiz kristen a yelo war wellaat en hor bro venniget.

Siouaz evidomp, difeizet eo hon ene, abalamour m'eo divrezet hor c'halon, divrezet hor spred, divrezet hon dilhad : « ya zoken en hor Breiz gwechall bro ar zent. » Pa vez kollet he stor gant ar vag he oar hent ebet ken !

Me a gred e faziomp o « tivreiza » evel ma reomp ; me a gred eman ar vreinadurez o vont d'hor beuzi, me a gred emaomp d'hon tro o vont war hor penn, me a gred eo poent bras deski d'hor yaouankizou anaout ha karet hor Breiz. Neuze ha neuze hepken e paouezimp da gemerout hor skoueriou a vuhez war dud ha n'hon talvezont ket. Neuze e lec'h diskenn e savimp : « Breiz war-raok ». Ya, hag evit an dra-se : « Breiz da virviken. »

Isidor Jacob, zo vloaz. Rosko.



AN NIVERENN-MAN...

evel m'her gwelit, he deus muioc'h a don, eget an niverennou all en he raok, dre ma'zomp bet harpet, a zoare, gant eun nebeud mignoned, e pedomp Doue d'o digoll.

Youl hon devoa d'he gwelout o tigouezout a-benn goueliou Pask, met siouaz, en deiz hizio, n'heller ket dont a-benn da ober atao ar pez a vez c'hoant.

Daoust da-ze hon lennerien, fizians hon eus, hen digemero laouen. Niverenn gouere-eost, diouz an harp a gavimp a vo c'hoaz kaeroc'h eget niverenn Pask.



Bep mintin e tarze bronsou hag e ti-gore bleuniou nevez.

Ar tommheolig a varelle ar peurvanou ha letonennou an hent ; ar glizin, ar penn-glas a ziwaner er gwasked, e diribin ar c'bleuziou troet ouz ar c'heresteiz hag ar velionenn en em andore e geot al lezennou. Er foenneier e kreññ békennouigou ar c'hilked-broan ha kurunenn wenn an dro-heol. Ar valafenn hedro o fismige hag a floure o bleud gant hec'h eskell voulouz-seiz. Hag er girzier, an drask, ar rujodenn, an tinter, ar golvan a richane d'an heol ; ar voual'h a c'houibane er strouez, eilet a bennadou gant ar borzevelleg louet. Kemenn a raent an eil d'egile e livrine brulu an torgennou hag e kammigelle an nadoz-aer a-hed ar stivelout, ken mibin hag he skeud en dour.

Annevez amzer a oa deit abred.

Edo Lotea o pignat gant ar c'harrhent, bet o kerch'hat, er gêr dosta, eur gazeliad geot ar Wer'hez da vleunia dor he zi. Mousc'hoarzin a reas d'in gant eur mousc'hoarz trist ha diheverz. Azeza 'reas ouz man ar c'bleuz evit kemer anal. Eun aezenn glouar a hiboude a-us d'ez i e troellenou al lavrig hag ar gwezvoud.

Divougenn ha muzelloù Lotea a oa sa-vet warno bleuniou, livrin e giz ar brulu ; ha skaeraet e kavis he daoulagad, a liou gant an oabl boull.

Gouide debret gantan e damm bara a zek eur, an tad a vutine, helmoet ouz taol, e chik war balm e zourn, ha garrenn e gorn e skalf e vizied évit skôra e c'harvanou dizant. Bep eun eil sachadenn ha bep eun eil mogedenn, e stoue e benn evit tufa etre e zivesker, hag a lakae an-nevez e chik war ar palm kaledet. Eur roufenn doum a oa war e dat. Edo dilavar hag alvaonet ouz ar porz. Ar vamm a droidelle dre an ti.

— Petra vez graet ? emezi.

An hini koz ne finvas ket e vuzelloù ha ne zistroas ket e benn.

— Petra vez graet ? emezañ, gouide eur pennad, heu !... heu !... Ar gwiniz a zo aet gant ar reo ; ar c'herc'h n'eo ket diwanet stank... heu !...

Skeud Lotea a dreñen a war gwerenn ar prenest.

— ...Gortoz.

Sevel a reas evit mont d'e labour. Ar vamm a stouas he fenn.

An névez-amizer a vleunie ar gwez, ar girzier, ar peurvanou, ar foenneier ha leton an hentou ; al laboused a gane d'an heol ha d'o c'haranteziou nevez.

Lotea ne gavas boked mae ebet o vleunia dor he zi.

An tad en doa lavaret : Nann.

Ar mammou a wilioudas ha bugaligou nevez a vleunias an tiez. Bleunienn a c'hoanag ebet ne zigoras e kalon Lotea.

An tad a vire outo digeri.

Hag ar vugaligou, krouet warlerc'h, al labouriou tenn, en amzer kloñer ar peurzourn, er bloavez tremen, a richanas e giz al laboused. Bleuniou ar vuhez a c'holoas al leton.

Hag, er marese, an tad a lavaras eur wech c'hoaz e oa ret gortoz eur pennadig.

Ar vamm a hejas he fenn ha ne lavaras ger.

An dournerezed a voudas. C'hoarzadeg ar yaouankiz a skiltras war al leuriou-dourna. Lotea ne c'hoarzas nak er poultreñnak er pell ha ne skiltras ket he mouez e boud an dournerez ; den n'he galvas, den n'he choupas, den ne bokas d'ezi. Edo war he gwele pa oa dournadeg e ti he zad.

Epad eur c'hornad butun, eun dourner a c'houennas digant an ozac'h :

— Ha da verc'h ? penaos emañ-hi ?
— Gwelloc'h eget ne gav d'it, emezan krenn.

Daou zourner all, bet o tana o c'horn en ti, a oa dres o lavarout en eur zistrei d'al leur :

— Lotea he deus skopet gwad.
— An dournerez en dro ! a lavaras an tad. Hag heñ d'an ti.

Lotea, morlivet war he gwele, a vousc'hoarzas d'ezan.

— N'eus droug ebet, emezi.
An tad a zistroas d'al leur.

— Ne grede ket d'in, e sonje, edo hi ken fall. Petra a vo graet d'ezi ?.. Pelec'h e vo soutsiet outi kerkoulz hag e ti he zad hag he mamm, ha pelec'h e ka vo eun aer yac'hous evel aer ar c'hoad, amañ ? Ret e vo d'in evelato... evit beza direbech... pa vo divrazet labouriou an eost, he c'has... Mont a ra falloc'h fall. Ma vez dispigni, senti ouz ar wreg a vo bet graet...

Ne c'hoarzas ket a hed an deiz.
Koaniet e oa.

— Ha bremañ, yaouankizou, eur gaouenn hag eun abadenn goroll, a gennnas ar vestrez.

Den ne reas an asvan da glevout.

— Kana 'reot, en taol-mañ, emezi, en eur heja eur vontailhad rom plouz. Ke mer ar werenn'ta, va mab kaer !

Ar paotr yaouank a ruzias.

— N'em eus ket ezomm, emezañ.

— Nak a c'heizou gant ar baotred en amzer hizio !

Kavout a ri an dibab eus ar merc'hed.

Eur paotr yaouank all a nac'has ; eun trede a nac'has evelto.

Hep mar ez oant en em glevet.

— Piou a gemero ? a c'houennas ar wreg

— Kas ar rom-se ganit, eme an ozac'h, na pa veze nemet gant ar vez. Pec'hed eo ober fae war rom ker ker.

Per, lesanvet an Trisonk, a astennas e zourn en eur grena. Ne oa ket krenerez anoued na krenerez kozni : pa ne veze ket a-walc'h da eva e-lec'h e laboure. Per a rac eur c'housk e-tal ar bern plouz hag a zistroc d'ar gêr.

— Va merc'h-me, eme Ber, en eur dostaat ar werenn ouz e c'henou, va merc'h-me... a zo bet... klanv. Prenet em eus... he buhez, en eur werza... eur park... va jao... va jao... hag ober tri... tri devez falch'at. Da rom ?.. da rom, dal ! flaeria 'ra.

Ha Per a strinkas ar werenn ouz ar voger.

An ozac'h a c'hlazas. Paotred yaouank a gasas ganto Per er maez hag a serras dor an ti war o lerc'h.

Ha d'an diskar-amzer pa grene an deiliou melenet e lein ar skourrou, ha pa c'hoenve war ar c'bleuz ar bleuniou diweza, e serras Lotea he daoulagad e ti he zad hag he mamm. Ar maro a bokas d'ezi hag a gutuilhas bleuniou re livrin he divougenn eun deiz ma tremene war an oabl boull eur goumoulem wenn.

Eus pep kér, eus pép ti, e teuas tud d'an douardigez. Eiz plac'h yaouank, peder ha peder, a zougas ar c'horf dre garrhent ar gwezvoud. Ar vamm, eur strafuill he c'blevout, a ouele a-boutez penn hag a semplas dirak dor ar vered.

An tad a chome simudet, prenniet e ja-vedou hag an diskiantgez o skedi en e zaoulagad. Hogen pa welas lakaat ar fun dindan an arched ha daou zen o ti-brada ar c'horf evit e ziskenn en toull, e tennas eus e askre eur vlejadenn vraoua-c'hus. Dirak eur seurt kalonad, gwazed zoken a stagas da ouela.

An ozac'h koz en em stleje d'ar gêr, mall warnan degouezout gant aon man-kout en hent. Daerou a zalle e zaoulagad hep gallout ruilha dreist ar malvennou. Sellout a reas en dro d'ezan hag e kredas edo en eun hent dianav. Ar gwez a oa uhelket o ment, kroummet o gwaregou, kresket o skodeninou ha kosaet o oad ha heñ en em gavas, en eur spontadenn, dizeriet ha diamzeret. Deliou kras a finvas etre e dreid. En tu-all d'ar c'bleuz eun aneval a zaoulammas e strouez ar foz hag a drouzas er c'helenn.

— Pemoc'h ! a lavaras eur vouez.

Kefiou an targosou a dridas war an oabl.

— Pemoc'h ! a hope an targosou.

An avel a c'houitellas en dro d'ezan.

— Pemoc'h ! a c'houitelle an avel.
Ar vein kizidik a skrijas, da bep kammed, dindan e dreid.

— Pemoc'h ! a skrije ar vein.

An hini koz a yeas buanoch. Ar mouezio euzus a rede d'e heul, a greske, a dregerne er parkeier, er c'hoadoù, a damalle, a vrude...

— Pemoc'h ! a c'harmas eur votiez all.

An tad a zizac'has eus e sav e kreiz an hent. Klevet en doa frases e poull e galon, mouez e verc'h Lotea o tamall he maro d'e bizoni.

Nann. Ene Lotea a oa pell diouz ar sarfarou douarel, pell diouz hor c'chart-hentou...

Evelato, pa dremen an e karhenn ar gwezvoud, poan am eus o kredi n'emañ ket anal Lotea e frond ar bleuniou hag he mouez e boud an aezenn bep gwech ma klevan ar c'homzou a lavare d'in, p'edo harpet ouz man ar c'bleuz, en he hent diweza : Ne zigor ket 'r bleuniou e geot ar Werc'hez.


Kenta pernad *Geotenn ar Werc'hez*
al levr a ginnigas
Jakez Riou (1899-1937)
d'ar yez a zeskas d'ezan e vamm.

...Bep mintin e tarze bronsou
hag e tigore bleuniou nevez...



Jakez Riou
e mesk ar bleuniou nevez a
gare kement liva en e skridou...

Luc'hskeudenn ar bajenn 279 a zo bet tennet
gant an Ao. Diquelou, Landerne.





*E-vit Be - va gant le - ve - nez. N'eus Ket e - zomm paour
na per-lez. Nag cur chas-tell a ve sa - vet E genn Be -
ar wer-cherz. Eü - ruz. ei - ruz eo an ri - nu zo da Je -
teK Bro ar ste - red. Din - dan ar soul en eul lo - chenn Ar
zuz ha da va - ri Gant Je-zuz hag e Vamm jan - tel. Mat
paour a chell choar-zin laou-en
eo Be - va, douz eo mer - vel { E - vit Be - va gant le - ve -
nez. Ka - rit Je - zuz hag ar Wer - c'hez*

Evit beva gant levenez,
N'eus ket ezomm aour na perlez
Nag cur c'hastell a ve savet
E genn betek bro ar stered,
Dindair ar soul, en eul lochenn,
Ar paour a c'hell c'hoarzin laouen :
Evit beva gant levenez,
Karit Jezuz hag ar Werc'hez.

Evit beva gant levenez,
N'eus ket ezomm aour na perlez
Hag ho pefè holl a leve
Leon, ha Treger, ha Kerne,
Gant ho tanvez ne brenfot ket
Fun hanter-devez eürusted.
Evit beva gant levenez
Karit Jezuz hag ar Werc'hez.

*Ar chan-man eo an hini o deuzezo ar ganerien a-stralladou da zeskiz evit kana a ziou vouez henvel
m'her c'havont aesoc'h da zeskiz eget Alan al Louarn.*

Komzet

en

deus !



...Stouet war ar c'havell,
komz a rá outan : Klask
a ra lakaat he bugel da
respont d'ezi... Gant he
sellou laouen ha karant
tezus, gant jestrou, hag
en eur heja he fenn :

— Alo, komz 'ta va
elig-me ! va moutig !
...Lavar eun dra bennak
da vammig 'ta buan !

Hag an hini bihan a c'hoarz, a hej e zivrec'h, e ziou-c'har, a finv e vuzellou fresk
ha ruz-wenn ...Ar respont eo ! N'en deus lavaret netra, gwir eo, met e vammig he deus
komprenet...

Met, o burzud ! setu, a greiz-holl, m'en deus komzet ! Petra en deus lavaret ? N'eus
fors... Dies eo gouzout, met komzet en deus ! Pebez nevezenti : he mabig en deus komzet !
ar ger genta... Hag ema o sellet outan, o vous'e'hoarzin, da c'hortoz ma teuio eur gér all c'hoaz
eus ar muzellou fresk ha ruz-wenn : *Ata ! aya ! ata !*

An tad a zigouez. Tostaat a ra ouz ar c'havell... Selaou a ra : *Ata, aya, ata, daya...* Laouen
eo evel ar Spered-Santel, rak komprenet en deus komz kenta e vab ! Lavaret en deus « tata » na
petra ta ! Hag an tad lorc'h ennan a lavar d'e wreg :


— « Kêvez ! Gervel a ra e dad hag e brezon neg c'hoaz ! Ha dirak ar bugelig a zo mut bremen,
distaga a ra : « Ta-ta ! ta-ta ! ta-ta ! ta-ta !... » Ar c'hrouadurig a sell ouz e dad gant daoulagad
c'hoarzus hag a seblant lavaret d'ezan : « Pa vezi skuiz ec'h chani ! »

— « Ha Mamma ! eme ar vamm en eur c'helei ar bapaig gant pokou, pokou hag a oar
hepken eur vamm rei... A greiz holl, an hini bihan a laosk eur griadenn laouen, evel eur c'hilhog eurus eus e
drec'h : e gomz kenta...

AN DISMANTROU

E BLEUN

Boquen




En eul lec'h dudius ha didrouz, dismantrou eun abati brudet gwechall...


Edibenn ar bloaz 1936 daou pe di manac'h a ziguezas en cur c'horn dudius ha didrouz eus Bro St Brieg dirak dismantrou eun abati brudet ha pinvidik gwechall : Boquen, savet er bloaz 1137 ha dilezet abaoe 1791... Hag hirio ar mogeriou koz o divje kendalchet na veza golet a zrein hag a ilio, ha da goueza en o foulz hep youl an Abad braizad : an Tad Alexis Presse, hag a guiteal an abati (adsavet gant an Gouez) evit ober an hevelep labour en e vro. Fellout a rae lezan mellel en cur manati breizek... Ha setu ma tibabas unan e dismantre !

Perc'hennet gantan Boquen, aotreet gant e superioreed hag Aotrou n'Eskop St Brieg, e krogas, gant al labour mavel-se : Aosevel abati Boquen ! Gouzout a rae an Tad Alexis ne heufe ket a benn eis e daol hep poan. Skoilhou a bep seurt a gavas war e hent, an preled zoken a zifennas outan kenderc'hel gant al labouriou, daoust ma dasar manac'h perc'henn an dismantrou ha ne oant ket bet renket war o rollout gant Aotroned an Arzou-Kaer, rak ar re-man n'o anavezent ket !!!

Met gant gras Douc, ar manac'h penn, a chounezas war ar prefed...



Bemdez, ar venec'h a gempenn an dismantrou...




Levraoueg an abati... Al levriou brezonek a vezog degemeret mat...



Mogeriou soun ha kaer ar chapel goz a dregerno eun deiz gant kan ar venec'h...



Profou ar vrezonegerien evit sikour adse vel Boquen a vezog degemeret laouen gant an Tad Presse, abati Boquen, Plenée-Jugon (Bro-Sant Brieg).




Tu-araok Sal ar C'Huzul, e Boquen...

Hirio, dismantrou Boquen a vezog pennet ! Da c'hortoz ma vezint adsavet en o c'haer evel gwedall, eur empel lig hag eun ti evit ar venec'h a zo bet savet : ar yuvez a vlouni a nevez el lec'h dispar-se ha bemdez an Tad Alexis, hep ehan, a ra oim dra bennak eut kas da benn e gefridi.

Dizale, da skoier, a us dor ar manatijo vezog lakaet war he zrôn Itron Varia ar Peoc'h, patromez Bodur, mandan stummo eur Vieizadez... Na c'houek e vezog he fedi eno, e siouder eur gouelen diganti ma tec'ho diouzimp ar gorventenn estlammes a ra kement a reuz war ar bed !

— Rei d'an Aotrou Krist, da Vreiz evit he siividigez, eur Boquen nevez, par d'an hin-a-wech-all setu youl an Tad Alexis !


Ra devio an huire kaer se la wir, a vezog ou spenn, heuliet skouer Boquen, rak eun torfed do gwele hon avarou unzezet gant hor sent koz, dilezet, diskaret ! Warlerch Boquen, ra wehup eun deiz, o sevel eis a varo da veo, mogeriou koz Landevenneg, Ar Relec'h Bon-Repos, Loc-Maze-Penn-ar-Bed, hag all... hag o tregerni gant pedennou ha kan glan ar venec'h vreizat, civit brasa sked an Aotrou Dout hag enor hor Breiz.



Ar chapel, da c'hortoz ma vezog renket an hini goz, hag a vezog neuze sal-debri ar venec'h.

ar Breur Ewan

Filhor santed
Paeron Breiz...



...Pa vezin er baradoz, e
pedin evit ma'z ay al labour
evit adsevel Breiz da benn,
ha mont a ray, rak benniget
eo gant an Aotrou Doue...
Bezit laouen !

AR BREUR EWAN.

EUL LEAN BREIZAT : AR BREUR EWAN

(1902-1928)

Marsel Poussin a deuas er bed e Roazion, kêrbenn Breiz, d'ar 7 a viz Genver 1902 hag a voe badezet antronoz, e iliz Sant Stephan.

An youl da anaout ha da garout gwelloc'h Doue...

Er bloaz 1904, e dud a yeas da jom da Foujera ; dem-goude ma oant en em gavet eno e varvas e vamm ; Marsel n'en devoa c'hoaz neuze nemet daou vloaz hanter hag eur gwall diouer e voe evitan ar maro-se, rak eur vamm dreist en devoa.

Harp e ti e dad e oa eur skol ; laket e voe enni ; siouaz, eur skol digristen e oa ; a-drugarez Doue e kavas d'her chentelia eul leanez eus a Urz an Tad Grignion a Vontfort, a lesanvas e « Vamm vat » hag eur beleg a oa e penn kelc'h katolik ker ; seitk vloaz en devoa neuze ; ar c'hoant c'hoari hel lakedas da rei e ano d'ar beleg-se, d'an 20 a viz Mae 1919, met, dreist-holl, an youl da anaout ha da garout gwelloc'h an Aotrou Doue. Da genta, ne 'z ae da gommunia nemet eur wech er Miz, met er bloaz 1920 hag 1921, e tostae, eur wech er zizur ouz an Daol Zantel.

Le ar soudard

E Miz Meurz 1922, e vreur hena, triouec'h Miz Kosoc'h egetan, a yeas da lean da Drap Bricquebec, e eskopti Koutans ; daou viz, goûdeze, d'an 10 a viz mae ez eas eunan da ober e zoudarderez er 41° Rejimant war droad, e Roazon.

Goude eun nebeud sizunveziou, ar me desin o welout ne oa ket eur paotr eus ar te grenfa, her c'hasas da Chranvill, e lec'h ma voded soudarded an Xvet kordennad a oa ret o maga gwelloc'h hag o skuiza nebeutoc'h eget ar re all.

En eul lec'h dudu e oa eno, met, estreget skoueriou mat ivez a wele endro d'ezan : « Amañ, emezan, eo ret trei dalc'h mat an daoulagad war du an neuv evit ankounac'haat ar pez a dremen war an douar ! »

E Miz Gouere e c'heilas kaout aotreda vont da ober eun dro da Drap Bricquebec, da welout e vreur ; kaout a rae d'ezan bez a gwelet eno eur c'horn eus ar baradoz ; lennet en devoa war mogeriou ar manati :

Talvezout a ra ar boan
Beva hep plijadur,
Evit kaout ar blijadur
Da vovel hep poan !

Pleustret en devoa war ar geriou furse ; gouzout a rae ec'h en em blije e vreur eno, met, daoust da-ze, n'en devoa c'hoant ebet da vont d'en em guzat evit atao, en eur manati, ha dreist-holl en eun Trap ; gwelloc'h eget pedi, en eul lec'h didrouz a gave d'ezan a oa da ober war an douar man.

E Miz Du 1922, e tizroas da Roazon hag e voc lavaret d'ezan e oa dibabet evit mont da vrø ar Sav-Hel ; d'an 30 a viz Du 1922 ez eas en hent ha d'ar 5 a viz Kerzu e pignas war ar Vinh-Long, eul lestr koz hag a yeze laket da dalvezout da gas soudarded da vrojou ar Sav-Hel ; d'ar 16 e oa digouezet war 'n hed pemzek leo diouz Konstantinopl ; a greiz m'edo al lestr o kerzout, en e wir wella, wardro c'houec'h eur diouz ar beure, e savas eur youchadenn a strafuillas an hell : an tan ! an tan !

An tan-gwall a oa e lestr ha kerkeut ha ma krogje an tan er poultre e oa graet gantant ; n'oa eta nemet tec'hout da ober ; pep hini a glaske, gwella ma c'helle, diskenn e bagou ha war radellou ; met kemant a dud a oa warno ma ne zalejont

ket da veza goualedet ; re all a glaske neunv, met, ne veze ket pell o gwelet o veuzi ; Marsel, hep koll e benn, a c'heellas diskenn war eur radell met, kement a dud a oa warni, ma oa anat edont o vont da bensea d'o zro ; neuze, ar paotr yaouank ugant vloaz a reas, a vouez uhel, al le da vont da vanac'h da Drap Bricquebec, ma c'hellje en em denna ac'hano ; selaouet e voe e bedenn, rak, war an taol, e tigouezas warno eul lestr amerikat ; saveeteet e oant ; kaset e voent da Constantinopl ; ac'hano Marsel a yeas da Veirouth ; stag e oa eno ouz ar zia Rejimant soudarded ar Senegal ha karget, gant tri gamarad all, da renka magajennadou dilhad soudarded ar Sav-Heol.

E bro an Aotrou Krist

Endra m'edo e Beyrouth, e c'hellas kaout autre digant ar jeneral Weygand da vont da ober eun dro d'an Douar Santel.

D'an 13 a viz Eost 1923, e pigne war menez Karmel, menez ar Werc'hez ; d'ar 14 e tremene ebiou menez Thabor hag e tigouez e Nazareth ; e galon a dride o welet ar feunteun ma veze Jezuz o kerc'hat dour enni hag an hent a 'z a daveit gant e vein rodell, bet flouret gant e dreid noaz a yugel.

Da Hanter-Eost e tiskenne wardu lenn Tiberiad a glevas e vouez, e wel Kana, Magdala, Betsaida, Kapharnaum lec'hioù benniget a vir roudou e dreid sakr.

D'ar 16 e tremene dre ar Samari, e wele puns Jakob, e tigouez e Jérusalém hag e chome eno tri dervez, e wele Béthleem hag e tistroe dre Emmaus da Veirouth, eun devez diwezatoc'h eget ne oa dleet ha gant pevar gwenneg hepken, en e c'hodell, diwar ar 500 lur a oa aet gan-tan da ober e dro.

Eus soudard da Lean : ar Breur Ewan

D'ar 26 a viz Gwengolo e pigne war an « André Chénier », al lestr a dlee hen digas en dro d'e vro, petr'haer gantan e zoudarderez.

D'ar 4 a viz Here, da c'houlou-deiz, e tigouez dirak aochou ar Provans, e lec'h ma touaras, gwechall, Martha, Ma-

ri Madalen ha Lazar, an diou c'hoar hag ar breur a gare Jezuz.

Tri devez goude, Marsel Poussin a la-ke e dreid e manati Bricquebec, el lec'h m'en devoa graet le da dremen ar rest eus e vuhez ; ne dremen as ket dre Foujera, rak, re a boan en divije bet o ki. miada diouz e dad.

Bricquebec a zo eur manati eus a Urz sant Beneat hag a zo ennan daou rumm menec'h, darn, gwisket, e gwenn hag a zo beleien ha darn all, gwisket, e gell, ha n'int nemet leaned : breur Marsel a oa gwisket e gell, Marsel a c'houlennas beza gwisket iveau, evel e vreur.

Brasa kefridi menec'h sant Beneat eo kana meuleudiou an Aotrou Doue, met, penaos gellout kendel'her da gana bemdez ar meuleudiou-se ha gellout beva hep astenn an dourn da c'houlenn an aluzen, rak menec'h sant Beneat n'eo ket het falvezet ganto morse mont da gesta ?

Da genta, ar veleien a zo en Urz-se a labour eur pennad bennak bemdez gant o daouarn ha kavet o deus ouspenn an tu da gemerout, en o zouez, d'o skoazel-la, gwazed ne c'houlennont ket mont da veleien, a vez o breudeur hag a ray al labouriou n'int ket evit ober o-unan.

Marsel, e Trap Bricquebec, a voe eur skouer evit an holl leaned all ; en em ober a eure bihan, evel ar Mabig Jezuz e kraou Bethleem ha war an Aoter, bihan, evel santez Tereza Lisieux ha Doue a leunas e ene eus e c'hrasou kaera.

Sentus e oa, war ar ger, da ober kement tra a veze gourc'hennet d'ezan hag alies e veze ret lavaret d'ezan én ém skuiza nebeutoc'h ; abaoe ma oa bet er Sav-Heol, e oa blankaet kals ; karget e oa da vaga ar c'houlined ; n'oa ket eur pez kaer, mar kirit, met evitan ha ne oa bet benveg labour all ebet etre é zaouarn, betek neuze, nemet eur bluenn da skrixa, falch'hat melchen hag o c'herc'hat gant eur garrigell, a oa a-walc'h evit e lakat da c'houzezi.

Gant Sul Gwenn ar bloaz 1926 e reas e leou kenta ; e re ziweza a dleé obér en nenv ; ar Breur Ewan eo an ano a lean a gemeras.

Eun den bras, treut ha kaer e oa ; eun den laouen, eun ha digamambre ; eun den hag a danvee bemdez peger c'houek eo d'eur c'christen beva e serr Jezuz-



Eun den kaer e oa...

Krist, komz outan dalc'hmat, eus an eil penni d'egile d'an deiz, pa veze en iliz koulz ha pa veze er gegin, er c'houell, en ti-kouez, wardro ar c'hrevier pe er parkeier ; eun den hag a oa karet gant an holl.

D'ar 7 a viz Genver 1927, ar Breur Ewan en devoa pemp bloaz war nugent ; edo en e vleui hag e spered né bleus-tre két kalz war ar maro c'hoaz neuze, ha koulskoude, mall en devoa da welout e Zalver en e sked ha goulenn en dévoa graet ar c'hras da ober e burgator, war an douar man : « En hent-se, emezan, ar maro a vez o evidoun eul lamm war barlenn hon Tad eus an nenv. »

D'e 18 vloaz Marsel Poussin a garas eun emsivades yaouank : Karantez c'hlân : an hini genta hag an hini ziweza ! Setu aman ar c'homzou a skrivas hen war eul luc'hskeudenn kinniget d'an hini, a oa "koant evel eun ael"...


"Eur ene bihan merket evit ar baradoz"

D'ar meurz, 16 a viz Eost 1927, edod oc'h endramm gwiniz e park sant Loeiz ; gwiniz kaer a oa eno ha mall e oa o dastum, rak an anizer a oa o tenvalaat ha doare c'hlao a oa ; ar Breur Ewan hag e vreur bras, ar Breur Bernard, a yeas o daou da rei an dourn da ober au taol labour-se ; goude ez ejont da drouch'a melchen d'ar c'houlined ha da lavarout o chapeled e-harz Itron Varia ar baraduz e bali vrás al liorz, stag ouz ar vred, Tomm'e oa bet d'ezo abaoe kreisteiz m'edont o labourat ; ar breur bihan a bakas riou eno. Goude ar Bater e pingas d'e wele ; wardro 9 eur hanter ar breur bras her c'hlavas o skei war e speurenn hag o lavarout : « Deus buan ! deus buhan ! » Pa zigouezas edo ar paoutkaez breur bihan o teur gwas aleiz e c'henou ; stanka a voe gellet outan, met, diwar neuze e chomas da uza etre e wele hag an tan, eun dévez gweloc'h, eun devez falloc'h.

Eun devez, o welout peger marylivet e oa e vreur bras, digouezet warnan endra m'edo adarre o teur gwas e lavaras d'ezai : « N'es ket da veza nec'het ; ne zigouezo nemet ar pez a fell da Zoue, » hag o trei gant eur mouse'hoarz ouz an Tad Priol : « Sellit 'ta, va Zad, va Breur Bernard a zo klanvifoc'h egedout ! »

En em lezel a rae etre daouarn an Aotrou Doue, evel eur bugel bihan etré daouarn e vamm. Roet e voe d'ezan sakramant an nouenn ; eur wellaenn a deus ennan goudeze.

Da c'houel e baeron sant Marsel, d'ar 16 a viz Genver 1928, e skrivas e lizer diweza da gimiada diouz e dad-kovesour a-wechall.



vroad d'ezan a lenne « Foi et Bretagne. Blankadurez ar c'hlanvour a yae wa gresk ; n'oa ket gouest ken da jom war zav ; n'oa mui anezan nemet ar c'hoaz c'hen hag an eskerit, « war dri dach, emezan, emaoun amañ ! »

En e glenved diweza, Rener Méur Tadou sant Beneat a deus d'e welout ha goude endecun e choulemañ c'hoaz eus e gelou hag e lavare e oa : « eun cne bihan merket evit ar baradoz ! »

Klevout kement-se a voe eun dudi evit ar c'hlanvour.

An Tad Abad, eus e du, a lavare diwar e benn : « N'eo bet lean nemet épadi pevar bloaz, met gouezet en deus tenna talvoüdegez eus ar pevar bloaz-se muioc'h eget eleiz a re all eus a zaou ugént vloaz ! »

Mervel a eure etre daouarn é vreur bras, d'an 9 a viz Meurz 1928, da beder eur 20 ; bez 'en devoa 26 vloaz, daou viz ha daou zevez.

Ar Breizad mat ma oa!

Ganet breizad, Marsel Poussin a oa chomet breizad betek e varo ; feiz én devoa evel ar Vretoned o deus ar muia ; karout a rae en em erbedi ouz an diou Werc'hez e oa bet laket da anaout eziyanik gant e vamm, Itron Varia ar Miraklou, e Roazon hag Itron Varia ar Wern, e Foujera.

Karout a rae kalz kér Roazon ; enni e oa bet ganet ha lorc'h a ea ennan e welout peger koant ha pegen didrouz e oa kér an erminigou. E Thabor Roazon, e nevez amzer 1921, eo e oa bet ano da genta gantan ha gant e vreur diwarbenn santelez buhez ar venec'h en Trapou.

An ano a oa bet roet d'ezan da zeiz e vadiziant a oa ano eur Pab hag eur merzer ; pa 'z eas da lean e kemeras éun ano all, hini Ewan Heloury, brudeta mab Kervarzin Landreger.

Ar Breur Ewan n'eo ket hepken eul lean santel, evel e baeron sant Ewan e oa, bez 'e voe ives eur breizad hag a garre dreist e Vreiz ha nc venne nemet eun dra he gwelout o kaout, a-nevez, ar frankizou bet diframmet diganti gant Dispacherien 1789.

P'en deveze aotreda welout tud diavaez, e blijadur oa komz gant eur c'hen-



An Tad Vital Lehodey, Abad Bricquebec, e tal bez ar breur Ewan.

gne », da lavarout eo eur Feiz ha Breiz, aozet e galleg, diouz doare Breiz-Uhel, pa ne oa ket kals a dud er ranv-vro-se o c'houzout lenn brezoneg ; pa lavare henmañ d'ezan e oa deuet, hag hen Breiz-Uhelad, da veza breizad penn-kil-ha-troad e lavare d'ezan : « N'oun ket en em gavet eno c'hoaz ; met, en ém gaout a rin ives marteze ! »

Hen e-unan gouedeze, eo a lake ar gaoz war hor Breiz, he feiz, he yez hag he giziou kaer hag an ezomm a oa da stourn evit mirout an holl denzoriou-se deuet d'ez, a-dreuz ar c'hantvejou, digant ar re goz.

Eun nebeud sizinveziou a-raok e varo, d'ar mignon-se a oa aet da gimiadà diouzan e lavaras c'hoaz kement-man : « Pa vezin er baradoz e pedin evit ma 'z ay al labour a rit, evit adsevel Breiz, da benn ha mont a ray, pa lavarán d'eo'h, rak benniget eo gant an Aotrou Doue Bezet laouen ! »

Ar c'houzouze a voe lavaret gant ar breur bilhan dirak e vreur vrás Bernard hag ar mignon e komz outan oa Eujen Jarnouen eus Pleine-Fougères, e kichenik Sant Malo.

Pa wele ar c'hlanvour n'en doa ket henmañ a fizians a-walc'h e teuje e gomzou da wir e lavaras c'hoaz : « Pa zi-gótezo an nevezentiou e weloc'h eo re wir ar pez a lavaran d'eo'h amañ hizio ! »

Ha ipouenza à eure war ar c'homzouze, meur a wech hag e meur a zoare dis-henvel.

An A. Jarnouen en deus bremañ ar gredenn start en devoa ar Breur Ewan, pa gomze outan sklaerijenn, eus an nenv, war amzer da zont hor bro.

Da veur a hini all en devoa lavaret : « Me, n'it ket da veza nec'het, n'eo ket mont da veva diouz va danvez eo a rin pa 'z in d'ar baradoz ; me a en em erbedo ouz ar Wer'hez ha diouz sellout


en he daoulagad e ouezin ervat ha pli-jout a ray va goulenou da Zouë ! »

Kaset e voe e gorf da ziskuiza da vred ar manati d'an 10 a viz meurz, endra ma kouze fulennou erc'h da led a eur pallenn gwenn kann war e vez nevez Klozot.

Ar burzidou digouezet abaoe e tal ar bez-se a zo diniver ; pedomp eta ar Breur Ewan Poussin evit hor Breiz kartet, douar ar zent koz... hag ar zent nevez ; en em erbedomp outan en hor poaniou korf, en hor poaniou ene ha marteze, dizale, e welimp e ano o skedi war roll ar Zent, da heul hini mab Kervarzin, e baeron.

Y. V. PERROT.

Evit kaout muioc'h a sklaerijenn prenit ha lennit Mon Frère Yves. E gwrez e Abbaye Notre-Dame de Grâce, Bricquebec. (Manche) pe e Moullerez Bro-Leon. Landerne (10 lur).



AN ITRON VARIA A EN EM ZISKOUEZAS...

Fatima a zo deuet da veza, e berr amizer; unan eus al lec'hiou santela eus ar bed.

**

D'ar zul 13 a viz mae 1917, p'edo ar brezel all oc'h ober e reuz, tri bloaz a oa, an Itron Varia a en em ziskouezas e Cova da Iria, e Fatima, eur barrez vras, e kreiz ar meneziou, e eskopti Leiria, er Portugal, da dri bugel, da Lusia, eur plac'hig dek vloaz, d'eur c'henderv da houman, Fransaik, eur paotrig nao bloaz ha d'eur c'hoar da Fransaik, Hyasinha, eur plac'hig sez vloaz.

Ar vugale-mañ, da genta, a voe frotmet o welout dirazo eur yaouez ha n'o devoa ket bet gwelet biskoaz, ha n'eo ket souez : ar Werc'hez a lavaras d'ezo :

— N'it ket da gaout aoun ; ne rin droug ebet d'eoc'h !

— Pétra glaskit ? eme Lusia.

— Me a deu eus ar baradoz ; c'hoant am eus e teufec'h amañ, epad c'houec'h Miz, d'an 13 eus pep Miz. D'ar c'houec'h-vet gwech e livirin d'eoc'h petra glas-kañ.

— Daoust ha mont a rin d'ar baradoz ? a c'houennas Lusia:

— Ya !

— Ha Hyasinha ?

— Hi, iveauz.

— Ha Fransaik ?

— Hen iveauz, met a-raok e ranko lavaret alies e rozera.

**

D'an 13 a viz meseven, an tri bugel a yeas adarre da Goya da Iria ; tregont mil den a oa ouz o heul, en taol-mañ. An Itron Varia a lavaras d'ezo pedi evit ma paouesje ar brezel hag e roas d'ezo da anaout e tistroje daveto, d'an 13 a viz here, gant sant Joseph hag ar Mabig Jézuz.

— Pétra glaskit, Itron ? a lavaras Lusia, dal ma welas ar Werc'hez.

— Me garfe e teskfec'h lenn hag e teufec'h da lavaret, goude pep dizenez eus ho chapeled : « Va Jezuz, pardonit d'in va fec'hejou ; » va diouallit diouz « tan an ifern ; frealzit eneou ar Pur-gator ha dreist holl ar re a zo ar muia dilezet. »

C'hoant am eus da welout an holl oc'h en em ouestla d'am C'halon Dinamm !

Eur c'huzulig a roas d'ezo da anaout iveauz ha difenn o devoa d'hen diskleria d'an dud all.

**

D'an 13 a viz gouere, an tri bugel a yeas adarre da Goya da Iria, gant mil den ouz o heul.

An Itron a lavaras d'ezo :

— Livirit bemdez ho chapeled en enor da Itron Varia ar Rozera, evit ma paouezo ar brezel ; n'eus nemedounme hag a c'hellfe rei d'eoc'h eun harp talvoudus.

Lusia a c'houennas eur burzud hag an Itron a bromettas unan d'ez i abenn Miz here.

**

D'an 13 a viz eost, triouec'h mil den den a yeas da Goya da Iria, met ar vugale ne 'z ejont ket ; kraouiet e oant bet ha kraouiet e chomjont, epad daouzevez, gant Prefed Vila Nova de Ouren, a lavaras d'ezo e lakaje o stlepel en eol bero ma kendalc'hijent da anzao o devoa gwelet ar Werc'hez, met ar gourdrouzou-se ne lakejont ket ar vugale d'en em zislavaret.

An Itron Varia a en em ziskouezas d'ezo d'an 19 a viz eost e Valinhos, e lec'h m'edont, en deiz-se o tiouall o loened.

**

D'an 13 a viz gwengolo, an tri bugel a yeas adarre da Goya da Irià ; tregont mil den a oa ouz o heul, en taol-mañ. An Itron Varia a lavaras d'ezo pedi evit ma paouesje ar brezel hag e roas d'ezo da anaout e tistroje daveto, d'an 13 a viz here, gant sant Joseph hag ar Lusia ar Seiz Glac'h.

— Lusia a c'houennas ma vije pareet klanvourien :

— Pareat a rin hiniennou, eme an Itron Varia, nann ar re all, rak Hôr Zalver n'en deus két a fizians enno !

D'an 13 a viz here, an tri bugel a yeas adarre da Goya da Iria ; glao hag avel a oa met ar gwall amizer ne viaras ket ouz an dud da vont en hent ha da greisteiz e oa bodet eno ouspenn tri ugent mil den. Lusia p'en em gavas a lavaras d'an holl serra o disglaoierou ha raktal ee'h ehanas ar glao ; ar c'houmoul du a dec'has ; an heol a droas warman e-unan, ganf herr, hag a strinkas fulennou tan dioutan tu ha tu ; kemerout a eure an eil goude egile holl liouiu ar ganevedenn ha kement-se a-benn teir gwech ; en eun taol e ventas en em zistaga diouz an oabl ha kouez a d'an douar ; an tri ugent mil den a oa eno a voe strafuilhet holl o welout eun hevelep burzud, hag a gouezas d'an douar da c'houenn pardon.

An Itron Varia a lavaras neuze d'ar vugale :

— Me eo Itron Varia ar Rozera ; deuet oun da lavarout d'ar gristenien distrei ouz Doue hag ar brezel a baouezo hep dale ; ra ehanint da bec'hi ; ra c'houennit pardon eus o fec'hejou ; ra livirint ar Rozera ha ra zavint amañ eur chapel em enor !

**

Fransaik, diwar ar wech kenta ma oa en em ziskouezet ar Werc'hez d'ezan a lavaras bemdez e chapeled.

D'an 23 a viz kerzu 1918 e kouezas klawy ha d'ar 5 a viz ebrel 1919 ez eas d'ar baradoz da gana gant an aelez meu-leudi an Itron Varia.

Hyasinha a dapas iveauz kleinvred he breur ; ar Werc'hez a gemennas d'ez e varyje hep dale hag a roas d'ez da anaout eo an hudurnez ar pec'hed a stlap ar muia tud en ifern.

Hyasinha a varvas d'an 20 à viz c'houevrer 1920.

Lusia ne jomas ket er bed ha d'an 3 a viz here 1928 e reas he leou a ieanez hag e kemeras an ano a Choar Mari Lusia ar Seiz Glac'h.

Er bloaz 1921, eskob Leiria a roas urz da lavarout an oferehn e Cova da Irià ha pa voe kanet an oferehn genta, er maez, e miz du, e tarzas harp er chapel eun eienenn eus an douar, graet ken-toc'h da barea ar c'hlenerjou eget da derri ar sec'ched.

Ha setu amañ petra zigouezas goude ar burzudou-se :

A-raok ar bloaz 1917, ar Portugal a oa gouarnet gant eun toullad dispac'hieren framason, a oa o ger : Na Doue, na Mestr.

An darempredou etre ar Chouarnamant hag ar Pab a oa torret ; madou an ilizou laeret ; ar venec'h bag an eskbien haqluet ; ar veleien gwallgaset ; ar feiz toc'hor ; ar yaouankiz direol ; an dud diwar ar maez tec'het d'ar c'hériou ; en eur ger, ar vro rivinet a oa o kouez a en he foul !

Adalek ar bloaz 1917, an traou a ziouleas : er bloaz 1918, ar brezel a baouezas ; an eskbien a zistroas eus an harlu hag à en em vodas e Lisbonn.

Darempredou a voe skoulmet, a-nevez, etre ar Chouarnamant hag ar Pab

Lezenn an Disparti a voe degaset gwellaenn enni hag ar jeneral Carmo-na, penn ar Vro, a lakeas e penn ar Chouarnamant, — hag atao ema — eur c'christen eus an dibab : an A. Salazar.

Kenteliou an Itron Varia a zo bet se-laouet ha laket da dalvezout hag ar Portugal, bremañ emañ o vleunia ar feiz hag ar peoc'h !


Ar pardoniou a vez graet e Fatima d'an 13 eus pep Miz, dreist-holl ar re a vez graet, eus Miz mae da viz here, e vez kement a dud enno hag alies muioch eget pa vez ar muia a dud e Lourd.

N'eo ket eur wech, met, meur a wech ez eus bet gwelet eno betek 300.000 den o pardona ha 30.000 o komunia hag ar c'hardinal Cerejeira a c'helle lavaret d'eur skrivagner gall, e Miz eost 1941 :

« Bech ho pezo o kaout hiviziken, er Portugal a-bez, eur boutegad tud a-enec'h ar relijon ! »

Kenteliou Falima n'eo ket hepken evit ar Portugal int mat ; mat int evit ar bed a-bez ha setu ar pez a zo bet diskleriet splann gant ar Pab Pius XII, e-unan.

D'an 13 a viz here warlen e oa pemp bloaz war nugent abaoe ma oa en em ziskouezet ar Werc'hez e Fatima. En deiz-se, Pius XII a gomzas, dre Radio,



SALAZAR

an den a adsavas ar Portugal à oa kouezet en eur stad reuseudik.. Hirio, eo Penn-rener ar Vro.

ouz kardinal, eskibien ha pardonieren Fatima hag a questlas ar bed-holl da Galon Dinamm Mari.

Ar bedenn savet gant Pius XII, abenn Jubile Fatima a zo bet lennet iveau, e holl ilizou hor bro, d'ar zul warlerch goutel ar Werc'hez, c'nez meurz diweza.

Troomp eta hor sellou wardu Mamm Doue, ar Vamm a drugarez, rak Hi hepken a c'hell hor savetei.

**

Ar pez a glever dre holl eo ar gouenn-mañ : « Pegoulz e paouezo ar brezel ? »

Y. V. PERROT.

Ar brezel a zo unan eus ar gwalinier a gemer Doue da skei an dud pa reont an drouig ; pegoulz e paouezo ?

Itron Varia Fatima he deus hen lavaret :

Pa garo an dud ehana da bec'hi
An Aotrou Doue a ehano da skei.

N'eo ket suliou trémenet hep oferenn, hep gousperou, hep pedenn, eo a lakay ar brezel da baouez ; da badout pelloc'h, ne layaran ket !


N'eo ket suliou trémenet o'hoari hag o'ho eva epad an deiz eo a lakay ar brezel da baouez ; da badout pelloc'h, ne layaran ket !

N'eo ket nozveziadou-dans, laket da astenu ar zul, eo a lakay ar brezel da baouez ; da badout pelloc'h, ne layaran ket !

Ar pez a lakay ar brezel da baouez eo Paskou graet, graet gant an holl ha graet mat, da lavarout eo Paskou graet gant ar mennoz start da ren hiviziken eur vuhez henvel ouz eur vuhez kristen, ma c'hellimp holl kana :

Deut eo an deiz hag ho teiz eo,
Ma teu ar bleuñ en holl draou beo ;
En em laouenaomp en hent mat,
Hon degas warnan dourn hon Tad.

Ya ! ma karomp plega da zenti ouz kenteliou an Itron Varia, deiz Doue a deuy dizale hag an deiz-se à vez, eme Bius XII, « deiz ar peoc'h a c'hortoz ar « poblou, ar peoc'h er wirioniez, el leai- « ded hag e karantez ar Christ ; deiz « peoc'h an armou, deiz peoc'h an eneou, « evit ma c'hello, e sioulder an Urz, en « em astenn rouantelez Doue ! »



SULVEZIOU BREZONEK.

Kenvreiriez ar Brezoneg eskopti Kemper ha Leon, *renet gant an Ao. Châloni Ster*, ensellour war ar skolion kris-tien, he deus bet lidet e Kleder d'ar 7 a viz Meurz, *eur gouel nevez, savet evit enori ar Brezoneg*.

Kement all a dle beza graet er muia ma vo gallet a barreziou.

Lodenn ar skol er gouel-se, a zo bras tre. Laket e vez ar vugale, paotred ha merc'hed, da genstriva (concourir) war an dispiegerez (déclamation) al lenn hag ar c'han brezonek.

Meuleudi a c'heller da rei d'ar skolion a zo bet e Kleder o kenstriva : *Kleder* (paotred ha merc'hed) ; *Ploueskad* (merc'hed) ha *Sibiril* (merc'hed).

Labouret o deus bet gant kalon, hag o bugale, c'houe'h-ugent (120) anezo, a oa eun dudi o c'hlevout o tisplega hag o kana.

Eno hon eus gwelet e gwirionez, petra c'hell ar vugale war dachenn ar brezon-neg.

Ma rit bep sizun ho kentel vrezonek, hag e tleit hen ober, sur oun, pa vo sul ar brezoneg en ho parrez, pe eun eur bar-rez tost d'hoc'h hini, ho pugale a yelo endro, da vihana kenkoulz hag e Kleder.

Met, evit-se, *Brezoneg er skol !*

All

Pa ouezo ar vugale lenn mat ar c'hen-teliou deski-lenn a zo e lodenn genta « Me a Z. B. » e vo gallet kregi gant ar verbou.

Arabat e vo, avat, tremen ar gentel penn-da-benn o studia ar verbou. Dek munud a vo a-walc'h. Ar peur-rest eus an amzer a vo tremenet war unan pe unan eus al leniadurioù à zo en eil lodenn.

Kentel-Skouer

Kemeromp amzer-vremañ (présent) ar verb SKRIVA (M. a Z. B. paj. 22)

a) Stumm kenta (forme impersonnelle).

PAJENN

AIR MIESTTR-SIKOL

Skrivit war an daolenn-zu ar raganoiou gour (pron. pers.) ha lakit ar vugale d'o deski mat : *Me, te, heñ, hi, ni, c'houl, i*, (je, tu... etc.) Grit d'ezo teuler evez ouz « *hen* » (héoñ, e Kerne) ; *hi* (elle) ; *i* (ils). Diskouezit d'ar vugale urz ar frazenn, en doare dispelega-se : ger-rener, verb, renadenn (sujet, verbe, complément). Lennit fraez, hoc'h unan, da genta ; lakin ar vugale da lavarout war o lerc'h, asamblez, ha goude a unanou, hag evelse evit pep stumm.

b) Eil stumm. (Conjug. personn.) Diskouezit urz ar frazenn : renadenn ha verb, ger rener ebet. (compl. verbe, pas de sujet distinct du verbe. La terminaison donne la personne).

Taolit evez mat ouz an notennou a zo e traon ar bajenn.

c) Trede stumm. Dispelegadur gant ar verb-skoazell « eber » (conjug. avec l'auxiliaire faire). Diskouezit urz ar frazenn : verb, renadenn (verbe, complément). Lakin keñver ha keñver gant an daou stumm all.

d) Stumm nac'h (forme négative) : Kemerout ar verb evel m'emañ en eil stumm (conjug. pers.) hag e lakaat etre NE ha KET.

Goude beza studiet piz a'g gentel, he rei da zeskdiudan eñvor a-benn ar sizum all.

Dre gomz, pe dre skrid, e vo gallet, war skouer ar verb SKRIVA, dispelega ar verbou merket e traon ar bajenn (exercices).

Lennadenn

« Seran ar vamm goz » (M. a Z. B. p. 38) I. — a). Studia ar geriadur asamblez. (vocabul.)

b) Lennit hoc'h unan, distagell ha gous-tad.

c) Roit da gompren ar geriou diaes

d) Lakit ar vugale da lenn war ho lerc'h, frazenn goude frazenn, ha goude pep hini d'e dro. Plijadurus e veze lakaat daou da ziviz : unan ar rafe ar vamm-goz, egile ar mab-bihan.

II. — Grit gouleniou òuz ar vugale da welout ha kompremet mat o deus.


a) Petra 'ziskouez e oa karet kalz ar sefan gant ar vamm goz ?

b) Perak en deus ar mab-bihan degaset ar c'haz d'ar vamm-goz p'he deus hou-mañ goulennet ar seran ?

III. Petra 'welit war ar skendenn ? Petra tra ar c'haz ? Pe liou en deus ? Ha bras eo eur seran ? Anvit cul labous a vent gantañ.

IV. — Goulenuit digant ar skooldi, pere eo ar geriou ne comprenont ket : Glac'haret holl (tout chagriné) ; A zeu d'he c'ha-vort (vint la trouver)...

V. — Araok echui, gweilit ar gentel yezadur (grammaire), war ar ger-mell amstriz (Part. indéf.) ; Lakit ar yugale da glask el lennadeon ar geriou-mell amstriz.



Setu aman eur guchennad rimadellou brezonek dastumet gant hor mignon
Yen ar Gô. Plifout a reont d'ar gerent yaouank brezonegerien evit didui o bu-galigou :

Evit didui eur bugel bihan e vez graet d'ezañ digeri e zourn hag e vez hilliget ar palv en eur lavarout : « Amañ eo bêt ar c'had o peuri. » Goude ez eer eus an eil biz d'egile hag, o pega enno diouz tro, en eur genderc'hel gant ar regenn : « Hemañ en deus gwelet ar e'had — Hemañ en deus he redet — Hemañ en deus he faket — Hemañ en deus he débret — Hag hemañ bihan ha n'en devoa bet tamm

A oa aet d'ar gêr da lavarout d'e vamm Hag a oa bet foetet, foetet gant eur bod [lann.

Neuze e raer an neuz da skei war biz bihan ar c'hrouadur.

Setu aman le eur bugel pe e zoare da doui : Kregi a ra gant e viz bihan e biz bihan e geneil pe e hini e dad pe é vamm hag e tistag ar geriou-mañ :

Bizig bihan, bizig moan,
Au hini lar gevier 'ya d'an tan,
Bizig bihan, bizig spern,
Au hini lar gevier 'ya d'an Ifern.

ha goude, grit ar poelladennou (exercices) a zo e traon ar bajenn 39. Muia ma c'hel-lot, grit ar poelladennou-se dre skrid, war eur c'haier a seviche hepken evit ar brezoneg.

AR SKOLAER.

Taelit evez !

Er bajenn 37 eus « M. a Z. B. », (3 Mutations par adoucissement) ez eus eur fa-zzi. Grit d'ar yugale lakaat P-B, e-lec'h P-D.

A-dreuz

an

darvoudou

e

Breiz



FEIZ KREVN AR VRETONED.

O c'hêr distrujet gant kirri-nij ar Saozon hag an Amerikaned. Oriantiz a yeas niverus da bardona da Santez-Armel. Paotred yaouank an Orient a zougas skendenn Mamm goz ar Vretoned !

(Luc'hskeud, D.N.P.)



HOR C'HENVROIZ HARLUET.

Mari Marzioù, ginidik eus a Blougerne, hag a oa o chom e Brest, oajet a 76 vloaz, a zo bet kaset d'al « Loir-et-Cher ». Ne oar ger gallak ebet. A drugare Doue he deus ar paouez kêz koz, kavet Mari Ker-varec hag e'chell brezonekaat ganti.

Met daoust ha ne oal tu ebet e gwirioù nez da gaout lojeiz e goueled-Breiz evit hor c'henvroiz skoet gant ar brezel ?





TIEGEZIGU BREIZ E GLAC'HAR.

Goude lazadeg euzus Roazon, ilion 8 a viz meurz, ar gerent a jad dirak archidiôou o zid lazet gant bombezennou an Amerikaned.

(Luc'hskeud, D.N.P.)

Aman
a-hont !

Bag an Impalaer Napoleon Kenta, hag
a oa miret e Brest a zo bet kaset da
Baris da Ziskouezadeg ar Vordeadurez...



Stad truezus beleien Bro-Russia...

Ne jom ket kalz anezo ken ; milierou
anezo a zo bet lazet, gwall gaset, pe
harluet e Siberia... Setu aman me-
nec'h koz hag a zo bet kavet gant
an Alamaned en eur stad reuzeudik.
Laket int bet a nevez en o manati.

(D.N.P.)



DISPAR ! KAER KENAN ! EUN DUDI ! GOURC'HEMENOU KALONEK ! KENDALC'HIT !

Eur horu meulendioù n'eo ket eus hot diwarhant hon niverenn Pask. Ar poz à ra kalz a blijadur d'ezom, se zo sur...
Ehet, kenvoiz ker, n'eo ket a-walc'h kas meulendioù. Evit ma c'hellimp embann niverennou all par d'an hini diveza, eo ret d'ezom foza harpet.
Ra goudo ma ne rofec'h da yalc'h Feiz ha Breiz nomot a peh a 20 real bep miz, e c'hellimp rei d'eo'ch, hep wech eur gelaoenn evet hon niverenn Pask.
Ar profou-se a zo presius meurbot, ha ma vezont stank, e vez omban net gant gouel santez Anna, patronnez Breiz, aen niverenn kempennet kaer.
En anio ar brezelleg, bennoz Bodet d'eo'ch, brezenegezen !

"C'houez al louet a zo gantan!"

Gloar Breiz a zo bras dre m'he deus
bet bugale, eleiz a vugale ha bugale a
zoare, met, he mez a zo ker bras all dre
ma 'z eo bet gwerzet ha diskaret gant
bugale all a oa bet savet ganti,ivez, kouls-
koude, war hé batlenn evel ar re genta.

Ar re he gwerz evelse hag he diskar
eo ar re a lez klenved an divrezonega da
spega enno hag a glever o lavarout : «
O ! ar brezoneg, an draze a zo c'houez
« al louet gantan : ni a zo bet pell a-
« walch' eo'ch ober an dud diwarlerch ;
« gant ar brezoneg n'heller mont da nep
« lec'h ; gwella ma 'z eo eo da gas ar
« zaout d'ar park ; meuzus eo e vije eun
« den e Breiz ha ne ouesje ket a c'hal-
« leg ! »

N'eus ket a ezomm da veza gwall zesk
ket evit dont a-benn da zispenn ar c'hom-
zou dismegansus-se evit hor yez, an eil
goude eben.

Nann ! n'eus ket eur Breizad e Breiz
hag en defe ezomm da gaout mez ha
goude ma ne ouesfe ket a c'halleg, rak
er gêr emañ ha yez ar gêr, er vro-mañ,
eo ar brezoneg, met eur Breizad o veva
e Breiz-Izel a dilefe ruzia gant ar vez ma
ne oar ket a vrezoneg, rak da bep labous
e gan ha da bep gouenn he yez.

Ar brezoneg eo ene hor bro ha mar
deo pec'hed ober gaou ouz korf ar vro,
hag ez eo, eo mil gwech gwasoc'h c'hoaz
ober gaou ouz he ene ; ar re her gra ha
goude ma rafent an neuz da veza kris-
tenien vat a zo torfetourien, rak hep bre-
zoneg, n'eus Breiz ebet !

*

Goude reuz an Normaned, bremañ ez
eus mil bloaz, pa oa nevez adsavet c'hoaz
hor Breiz gant an Dug Alan, — 936-
952 — harpet gant Yann Landevennec,

**

An droug graet gant ar skoliou er
c'hang hanter kant vloaz diveza tremen

a zo skrijus rak ne veze an o enno nemet eus eur yez hag eus eun' istor ha uoant na yez nak istor Breiz ha, dreze, epad kant hanter kant vloaz ar Breizad bihan a zo bet savet, er skoliou, nann hervez menoù Doue, met hervez menoù mestr bras an Deskadurez e Paris.

A drugarez Douc an amzer-ze a zo tremenet pe a dremeno, hep dale; rak mar deo kalet pennou ar re a wask, pennou ar re a zo gwasket a zo kaletoc'h c'hoaz.

Goulenn a recomp ar brezoneg er skol evit m'en em gavo ar bugel er gêr p'en em gavo er skol.

Goulenn a recomp ar brezoneg er skol evit ma roio tro d'e vistri d'e drei e galleg ha da drei ar galleg ennan, rak dre labourat evelse hepken eo e lemmer a zoare sperejou ar vugale hag o laker da c'houïout petra venn lavarout pep ger : an hini ne oar nemet eur yez, ne oar, mat a-walc'h, hini ebet, e gwirionez.

Goulenn a recomp ar brezoneg er skol evit ma teuy ar Vretoned da garout muioc'h mui maeziou hag arvoriou o bro. Skoliou Breiz, betek hen, gwella ma oant da netra oa da zevel danvez mevelien ha mitizien da vont war laeziou ; n'eo ket evit an draze eo hon eus ezomm skoliou ; estreget e Paris ez eus ezomm tud da labourat ; e Breiz ez eus ezomm iveau ha Breiziz a jomo e Breiz pa vezint laket da garout o bro en eur zesk d'ezo er skoliou bihan, er skoliott krenn hag er skoliou bras, istor ha yez o zud koz. Eur manac'h bras, sant Kado, eno. ret en hor Breiz-Vihan' koulz ha ma 'z eo e Breiz-Veur, a lavare gwechall : Kas am eus ouz

An den ne garo

Ar vro her mago ;

An tièz hep bugale ;

breserien ar gwir ;

haderien ar freuz ;

an den hep micher ;

An ti-hep kelenner,

hag ar gelennadurez a ziank ar re hen heuill !

Mat, ma oa eur gelennadurez hag a zianke ar re hen heuill oa, hep mar ebet, an hini a roed e holl skoliou Breiz, betek a-nevez 'zo.

It da Vrest ha da veur a gêr all zoken hag e kavoc'h eno berniou bugale ne ouezont ger brezonik ebet ; ne ouezont ket

zoken petra venn lavarout an anoiou brezonek a zougont ; ma 'z int anvet Gouhen, Manac'h pe Floc'h, e klevoc'h ober anteoz Gouaine, Manaque pe Manache, Floque pe Floche. Ne ouezont ket petra lavar anoiou koant ar c'heriou ma tremenont drezo pa valeont war ar maez ; dianket int en o c'hôr ; dianket int en o bro : eun druez hag cur vez.

D'ar 27 a viz gouere, warlene, e oan o tistrei eus Kemper gant karr-tan Huelgoad. A gteiz holl eun den yaouank eus Kemper hag a oa o vont da Blonevez ar Faou a c'houennas, e galleg, p'edod e loc'h eus Kastell Nevez ar Faou, petra oa ar ger-se Faou a stager ouz Kastell Nevez hag ouz Plonevez. Chom a ris mut da welout hag unan bennak a vije kavet da sklaerijenna ar Chemperad : den ne respontas ; e oa eno, koulskoude, eur bern tud yaouank a oa eun trouc'h ad lorc'h enno da veza gounnezet o zesteniou-studi hag hini anezo ne otie eo ar Faou pe ar Fao, liesder ar ger favenn, e galleg : hêtre.

Jur bern traou didalvez kaer a zesk er skoliou hag a laka ar vugale o darempred da veza dianket en o bro ha setu perak e kendalc'himp da hopal ken na vez roet d'comp da vat : ar brezoneg er skol !

**

Arabad eo fazia ! Klenved an divrezonega n'eo ket bet en em skignet e bloaz ha ne vo ket diarbennet, ken nebeud, e bloaz ! Met, da bep hini eo hen diarbenn hervez e challoud, o komz, o lenn hag o skriva brezonik muia ma c'hello.

Eus an cil penn d'egile da Vreiz emer o tihuna, da vat, a drugarez Doue. Tud Breiz-Uhel o-unan hag o deus kollet e brezonik dre reuziou brezelioù tremenet mil bloaz a zo, a weler niverusoc'h niverusa bemdez o staga da zesk yez ar vro el levriou pa n'o deus ket bet an eur vad d'hen deski war barlenn o mamm.

Galerne, (1) kelaouenn Bretoned Breiz Uhel, en he niverenn 16, p. 1138, he deus nevez graet eun enklask etouez he lennerien war ar goulenn-mañ : Daoust hag a-du emaoch evit ma veze desket brezonik e holl skoliou Breiz-Uhel ?

1) — Le Réveil Breton et Galerne, 25 francs l'an, directeur Jean Choleau, 46, rue Poterie, Vitré, c-e 5852, Rennes.

Hag al lennerien o deus lavaret :
— Ya ! a-du emaomp a-grenn ; ret eo hen deski en holl skoliou.

Gwelit nak a breder a gemer an ensellerien evit ma vo desket ar brezoneg er skoliou kristen ; (2). Mistri skoliou ar Chouarnamant, end-reun, a c'hello ives mont da skolach nevez August Brizeuk, da Bloermele, epad ar vakansou a zeu, ma ne ouzont ket c'hoaz a vrezoneg a-walc'h d'hen deski d'o bugale. (3)

Gwelit nak a leoriou nevez savet gant an Aotronez Riou, Roparz Hemon, Faive, Nedelec, Drezen, Ollivier, Dujardin, Dorig ar Voyer a zo bet moulet abaoe penn kenta ar bloaz-man hepken, daoust d'ar geraouez spontus a zo war ar paper. (4).

Daoust ha n'eo ket bet karget a-nevez 'zo, an Aotronez Per ar Rouz, Deniel Bernard, Josef Ollivier, Loeiz Dujardin hag Adolf ar Goaziou da zastum sklaerijenn evit leordi broadel Paris, (Bibliothèque nationale) war gement levr ha skrid bet savet betek hen e brezoneg ?

Ha nak a studiou a reer er Framm Keltiek war ar brezoneg evit e anaout

2). — Sellit ouz kannad miziek an Ensellieren : Avis de l'Inspection diocésaine de Quimper, 19, rue Pen-ar-Steir, Quimper, c-e 528.80 Rennes.

3). — Sellit ouz 3^e séance plénière du Comité consultatif de Bretagne, war « La Bretagne » du 24 mai 1943.

4). — Ar Pesk Aour, gant Paol Feval dispegelet e brezoneg, gant Roparz Hemon ; her goulenn ouz Imprimerie Centrale 7, rue des Francs-Bourgeois, Rennes.

— La chanson populaire bretonne, par Joseph Ollivier ; Prix : 150 francs.

Her goulenn ouz Adolph ar Goaziou, Rue St-François, Quimper.

— Eur barrezig a Vro-Leon : Lanber. Priz : 30 Iur ; her goulenn ouz Imprimerie Centrale, 7, rue des Francs-Bourgeois, Rennes.

gwelloc'h hag e Jakat kenver ha kenver gant ar yezou keltiek tramor.

Nak a studiou a reer war ar brezoneg evit dont drezan da anaout gwelloc'h ar yezou all, ar re goz, evel al latin hag ar gregach koulz hag ar re a-vreman, ar galleg, an alamaneg, ar zaogneg hag all.

Lennit ar studiadenn a reas an A. Fauchun, eus ar Vourc'h Wenn, e skol-veur Roazon, d'an 22 a viz du diweza hag e welloc'h eo ar brezoneg eun tenzor hag emaer breman hepken o tont da anaout e dalvoudegez hep par. (5).

Ha mat, eur yez hag a zo karet, skrivet ha studiet gant kement all a vugale hag a dud yaouank, evel ma 'z eo ar brezoneg breman, n'eo ket c'houez al louet eo a zo ganti, a gav d'in, c'houez bleuñ an nevez amzer ne lavarant ket ha warlerc'h ar bleun e taolo ives frouez, hep dale, evel ma n'he deus ket taolet, martzeze, gwech ebet c'hoaz !

Ar re n'her gwelont ket a zo dall e kreiz an de kaer ha ken dall hag an den ganet dalla !

Y. V. PERROT.

— Skol ar Binioù, Méthode de Binioù, eul leor eus ar re goanta evit ar re yaouank a venn deski c'hoari gant ar binioù.

Her goulenn ouz an aozor, Dorig Le Voyer, Lutherie régionale, 10, rue des Francs-Bourgeois, Rennes, c-e 53.398.

5). — F. Fauchun, La langue bretonne et la linguistique moderne, Librairie Celtique, 108 bis, rue de Rennes, Paris VI.

Lennit ives war Sav, niverenn 26, 27 hag all, pajenn ar yez skrivet gant an A. Fauchun.

Sav, a zo eur gelc'h-kelaouenn drimiziek, koumanant bloaz : 40 Iur.

Kas an arc'hant d'an A. Daniel, 9 ter, rue de Rouvray, Neuilly, Seine, c-e 1902-50, Paris.

"EUR SIZUNIAD MARVAILHOU GWIR"

KONTADENNOU A VRO-EIRE

DASTUMET GANT DOUGLAS HYÖE (AN CRAOIBHIN)

SAVET E BREZONEG DIWAR TROIDIGEZ H. HUERRE



KONTADENN AN TREDE NOZVEZ : MARC'HEG-E-GLEZE


Galvet e voe pa voe noz, ha kaset d'ar gambr vras e-lec'h m'edo an Itron. E saludi a reas ha goulenn outañ ha prest oa da zeraoui gant e gontadenn. Pa lavaras ya, e lakaas hi war he muzellou eun tamm ibil hag e reas eur c'houitel-ladenn. Kerkent e tigoras an nor er voher a-gostez. Dont a reas tre an daouzeck gwaz gant o daotzek gwreg, pep hi ni e-kichen he gwaz. Azeza a rajont evel d'ar pardaez en derc'hent hag an Itron a lavaras : « Beech' d'ezi. » Ha Diarmuid a stagas gant e varvaih evelhen :

Gwechall, pell amzer 'zo abaoe, e oa eur roue e hanternoz Iwerzon. Eureuji a reas e-kuz gant merc'h e vesaer-moc'h. Eur mab he devoe, Daithi a voe graet anezañ. Ar roue a deuas hag en devoe mez oc'h anzav en dcvoa kemeret da bried eur vaouez ken paour, eus eur renk ken izel : kuzat a reas e vab ken na voe deuet da zen. Pelloch en defebet e guzet, panevet ma voe dizoloet eun deiz an traou. Rak e-kichen kastell ar roue e oa o veva eur « marc'heg-e-gleze ». Mignoniez vras a oa savet etrezañ ha Daithi. Alies e vezent o-daou o hemolc'hi (chaseal), pe o pesketa. Deski a reas ar marc'heg d'ezañ c'hoari gant ar c'heze, ha rei a reas d'ezañ aour hag arc'hant, hep gouzout da zen tro-war-dro. Bremañ en devoa Daithi marc'h, ki, falc'hun evel ar roue e-unan. Hemañ avat ne ouie tra.

Eun devez ar roue a oa e-unan en e-gambr. En em lakaat a reas da evezia ouz e vuhez o vont en-dro hag e lavaras outañ e-unan : « Diskiant-mat oun me pa n'oun ket dimezet pell 'zo gant eun Itron a zoare ; m'am bije graet se, em bije bremañ eun her gwirion, da Izel gantañ va rouantelez. Gwell eo diwezat eget morse. Roue Munster en deus eur verc'h hag a zo koant. D'in e vo emichans. » Antronoz e savas, e lakaas sternia e garr ha gervel eun heuliad brezelourien ha tud armet. Hep marc'hata e loc'has etrezen Bro-Vunster. Mont a reas da gastell ar roue ha goulenn dourn e verc'h : « N'oun e giz ebet, eme ar roue, evit rei va merc'h d'eur gwaz, ma n'emañ ket hemañ diouz he c'hoant. Ma ro hec'h asant avat, e c'helli he c'haout da bried, hag e vezi deut mat d'in. » Ober a reas klask Mheodlbh, e verc'h. Pa zeuas tre e lavaras he zad d'ezi : « Sed amañ roue hegarat Bro-Ulad. Abell eo deut d'az kouleñ da bried, va merc'h. Ha dâ eo ganez eureuji gantañ ? » — « N'e gemenin ket, emezi, ha pa ne vefe en Eire den all nemetañ. Gwell e vefe ganeñ e vab. » Droug a yeas e roue an Hanternoz ha lavarout a reas e oa cur c'haouidez, n'en devoa mab ebet :

— « Gaouiad da-unan, emezi, gaouiad divez. »

— « Testeni a roin d'it gant va c'heze, emezañ, n'oun ket eur gaouiad. »



TAPET E VOE KROG ER PAOURKEZ FAREWELL..

— « Testeni ebet ne c'hello talvezout, emezi. Met ma 'z'eus eur c'heze e Bro-Vunster, e tiskouezo ar c'heze se d'it ec'h eus lavaret gevier, a-raok ma vezi distroet davit merc'h ar mesaer-moc'h »

— « N'oun ket eur c'hrenner, n'en em ganann ket ouz merc'hed. »

— « Gouzout a ran ez out eur c'hrenner, emezi. »

Ha kerkent e tapas krog en eur c'heze a-istrabilh ouz ar voher hag e skoas eun taol gantañ a-greiz he c'houunnar. Sevel a reas e zourn d'en em ziwall : diskolpet e voe e zourn dioutañ : « Bremañ, emezi, distro da gaout ar vesaerez-moc'h. An digoll am eus bet diganez. »

— « Gwell eo beza mougn eget pried d'eur sorserez an diaoul ! », a youg'hast ar roue.

Pa voe distro e c'houennas e dud outañ penaos e oa aet e zourn dioutañ : « En eur stourm ouz eul leon, emezañ,

hag al leon am eus lazet. » Pa voe distro d'e vro, e bobl a-bez a gavas kerse m'oa act e zourn dioutañ en eur stourm ouz eul leon. Buanik avat e voe kavet pleg war ar wirionez, hag an druez a yeas da c'hoap.

Gwechall a voe savet neuze :

Gwechall e oa eur gwaz.

Tap 'eur vaouez a vennas.

Eun dourn avat a gollas !

Kounnar ruz a voe er roue pa glevas seurt kanaouenn. Ne ziskouezas ket eve-lato e komprene ar c'hoapadenn.

Eun dervez ez eas ar roue gant tud-jentil ar vro da hemolc'hi. Pa voe difoupet ar c'haro, e redjont war e lerc'h. Holl ez ajont pell e-biou d'ar roue. Rak n'oa mui kouls marc'heger ha diagent, abaoe m'oa aet e zourn digantañ. Rou-dou ar c'hezeg a heulias betek lez eur c'hood ; eno o c'hollas. Edo war-nes mont war e giz, pa welas o dont dave-

taiñ eun itron gaer. War eur palafrez gwenn-erc'h edo azezet. Saludi a reas heñ an itron ha hi a reas kement all d'ezanñ, hag a lavaras : « Na da ket lär-koc'h, o roue ; diskaret eo ar c'haro. » — « Piou en deus roet lamm d'ezanñ ? » eme ar roue.

— « Da vab e-unan emezi, mab da verc'h ar mesaer-moc'h ; bremañ selau ganef ! Ma talc'hez d'az puhez, na guz ket pelloc'h da vab. Merc'h oun da roue an Inizi Aour, beva a ran dindan menez ar Macouezed ha ma plij ganez va c'haout da bried, ne c'houlennan ket gwell. Ma teuez da gaout va zad, ez po, hep mar ebet, va dourn. » Diwar ar sell kenta, en devoe ar roue karantez ouz ar plac'h yaouank koant. Lavarout a reas en devoa c'hoant mont d'he heul ha goulenn he dourn digant he zad, nemet ne outie ket pelec'h edo rouantelez hemañ : « Tosta amañ, emezi, krog e siblennou va marc'h, ha me a grogo e re da hini ! » Hag e tibunas neuze eun nebeut komzou, hep d'ar roue o c'hompreñ. Hag en eun taol krenn e kerzas war nij a-dreuz an aer, c'kichen ar vaouez koant. Erruet tost d'ar menez, e tiskennjont diwar varc'h. Displega 'reas hi adarre eun nebeut komzou, hep gouzout d'ar roue petra oant. Ar menez a zigoras. Ha hi mont e-barz, ar roue ouz he heul. Hep dale e voent en eul liorz eus ar re gaera. Bez' e oa ennañ gwez a bep seurt en o bleuñv, ha sammet a frouez. Er penn all d'al liorz e oa eur c'hastell. Treuzi a rajont al liorz ha mont e-barz ar c'hastell. An itron a skoas war dor eit c'homvod. An nor a zigoras. Mont a reas hi e-barz, ar roue war he roudou. Dirazo e oa eun den mentet uhel, louet e varo. Roue an Inizi Aour an hini oa : « Va zad, emezi, sed amañ roue Bro-Ulad. Da c'houlenn va dourn diganez eo deuet. »

— « Ne dalv ket ar boan d'ezanñ, eme an tad, rak n'eo ken nemet eun diskiant, eur c'hrener, eun divezet. Ma ne da ket en-dro ha ma ne ra ket eur wir rouanez eus merc'h ar mesaer-moc'h, me a sanko sounn, e benn en traof, e seuliou er vann, war beg menez an Itronized, ma teuio evned an neñv da ziskolpa diouz e eskern betek an tam'm diweza eus é gig-Kae bremañ, ha kas-heñ d'al lec'h ma 'c'h eus e gavet. » Mont a rajont adarre gant an hevelep hent, ha didoulla eus

ar menez. Dirazo edo an daou varc'h. Hag i war o dibrou. War lez ar c'hoad e pellajont adarre an eil diouz egile. An itron a lavaras kenavo en eur heti d'ezanñ eurusted hag en eur lavarout : « Gant a ri, o roue, gra ar pez en deus gourc'hennet d'it va zad, pe anez e seveno kement en deus gourdrouzet ober. »

Ha bremañ, Itron zoujet, ha c'houi, tudjentil hag itronezed amañ ouz va selau, kement a c'hoarvezas gant ar roue n'oa ken nemet eur welidigez pe eun huñvire. E gwirionez sed amañ penaos e oa tremenet an traou. C'hoant en devoc ar roue da drouc'ha berr dre ar c'hoad. Steki a reas ouz eur wezenn vrás ha kcn gloazet e voe ma kollas pep skiant. E-pad ma edo en e hed war an douar eo en devoe ar welidigez se. Pa zéwas an hemolc'hérien war o c'hiz, e kavjont ar roue azezet war lez ar c'hoad. Goullenn a rajont outañ petra a oa degouezet gantañ da virout outañ da vont war o lerc'h : « Me 'grav d'in, emezañ, eo dall va marc'h. Va c'haset en deus a-herr ouz eur wezenn deo. Eur wall stokadenn am eus bet, ha gloazet oun. Piou en deus diskaret ar c'haro ? » — « Gant Daithi eo bet gract », émezo. An anō se oa hini mab ar roue.

Degaset e voe ar roue d'ar gêr ha klasket ar vezeged (vedesined). Lavarout a rajont d'ezanñ beza sioul ha dibreder, mirout a veza trefuet. A-benn ettr sizun e wellase d'ezanñ. Start edo ar roue en e gredenn e oa aet gant an Itron gaer da welout an Inizi Aour, nemet ne ziskouezas kement se da zen. Pa wellaas d'ezanñ, e lakaas klask merc'h ar mesaer-moc'h, hag e lavaras d'ezin en devoa keuz da veza he mac'het dalc'hmat, nemet en devoa c'hoant añzao hiviziken dirak an holl e oa hi e wreg, hag e lidfent bremañ eun eured reiz. Lakât a eure pedi da zont d'an eured tudjentil ar c'hornbro, hag e teuas eur mareañ anezo. Pa voe an holl bodet, ar roue a c'halvas Daithi, ha pa voe deuet, e lavaras d'an dud : « Sed amañ va mab ; betek vreniañ am boa e guzet. » Ar c'hiz a oa d'an ampoent gant ar glaskerien vara da zont d'an holl eureudou, ha zozen gant tud hag a zouge masklou. En taol-mañ ives e voe eur guchenn vrao



Gant he baz vurzodus, ar marc'heg a droas kerkent en eur bern mein..

anezo. En o zouez e oa eur farwel hag a savas ar gwerzennou mañ :

Ar roue mougn 'zo dimezet
Gant merc'h eur c'hoz mesaer-moc'h ;
'vidoun-me pa 'm eus her c'hlevet
Biskoaz n'oun bet sebezetoñ !...

Kounnaret-holl e voe ar roue. Hag e lavaras : « Taolit ho krabanou war ar paour se ha degasit-heñ amañ, ma sankin va c'heze a-dreuz e galon. » Tapet e voe krog er paour, ha pa voe lamet diwarnañ e zilhad gaouiat, piou a weljod ? Marc'heg-c'gleze, mignon da vab ar roue. Daithi a yeas droug emañ hag a lavaras d'ar marc'heg : « Biskoaz n'am befe kredet e oas goust d'hon dismagañsi evelse, va zad ha ya mamm ha me. Va zad ne c'hell ket hen talvezout d'it. Me avat her gell. Bez warc'hoaz da darz an

deiz e-traoñ ar menez, hag e welimp piou eo ar guesta ac'hanoñ hon daou. »

— « Klevet eo, » eme ar marc'heg ; hag e youch'as :

Etre ar marc'heg-c'gleze
Ha mab merc'h ar mesaer moc'h
e vo warc'hoaz 'traon ar mene
kannou garo pa laran d'eoc'h !

Neuze ar roue a c'halvas e dud hag a c'hourc'hennas d'ezo pellaat an holl diouz ar c'hastell. Chom a reas eta e-unan-penn gant e wreg, e vab hag e vevelien. Serret e voe an doriou. D'ar par-daez mab ar roue n'oa ket laouen an tam'm anezanñ. N'oa nemetañ en e gambr ha broudet oa e spred o veza ma rank. fe antronoz en em ganna ouz e vignon. E dad hag e vamm a zeuas er gambr, o kredi e c'helljent herzel outañ da gas

e vénosz da benn. Keinent a lavarjont ne valvezas da netra. O mab a lavaras d'ezo e oa gwell gantañ mervel eget beza go-loet a vez. Antronoz, a-bred kenañ, e wiskas e zilhad hag ez eas da draoñ ar menez. Edo ar marc'heg eno en e raog. Starda a rajont o daouarn a-greiz kallon :

— « Bec'h am bije bet o kredi, eme vab ar roue, e c'hellec'hiken beza kannou etrezomp hon daou . »

— « Me kennebeut, met klasket ac'h eus ouzin-me, hag a raer ac'hanon Mar c'hieg-e-gleze, ha dizereat e vefé d'ir d'ougen an ano se ma n'en em ganan ket gancz. » Pep hini a zispakas e gleze, ha bee'h d'ezi. Pebez c'hoari, tudou ! Taoliou da sanka ha taoliou da drouch'a, ma oa eun dudi ! Dindan seurt taolion, ar pez a oa kalet a zeus bouk, hag ar pez a oa bouk a voe kalet. Uhelat a rajont an traoniennou ha toulou a rajont eus ar chrec'hiennou. Ober a rajont d'an dour tarza eus ar c'herreg, ken taer oa ar stourm. Iuc'hedennou a strinke dieuz o c'blezier, ken e oa deiz gante war ar macz betek eur c'hardleo tro-war-dro. Da serr noz, pa 'z eas an heol da guz, mab ar roue a lavaras : « Ar c'houlz eo da chana. Ac'hann da warc'hoaz. »

— « Mat, eme ar marc'heg, goitoz a rin ac'hann da warc'hoaz, pa savo an heol. »

Antronoz edo an daou gañfard d'ar sav-heol e-traoñ an uhelenn. Pegen taer bennak e oa bet an emgauñ en der-chent, hizio e voe sciz gwech kounnare-toc'h c'lioaz. Biskoaz e Iwerzon ne voe gwelet seurt emgauñ, nemet an hini a savas diwar-benn kaout ar roudouz etre Kouic'houlin ha J'cardia. Pa 'z eas an heol diwar wel d'an eil pardaez, ar marc'heg a skoas taol ar maro gant mab ar roue, hag heman a gouezas d'an douar.

Nebuit amzer goude edo ar Rouanez, merc'h d'ar mesaer-moc'h, e liorz ar c'hastell. Glac'haret-holl oa gant maro he mab. En eun taol e welas en he sav, en he c'hichen, eur vaouez koz :

— « Glac'haret ac'h eus ? eme houmañ. Gra d'in ta gouzout perak. »

— « Eur mab a oa d'in, eus ar re goanta, emezi, ha Marc'heg-e-gleze en c'hortoz du-hont dindan stumm eur bern mein, war ribl leinn an Evned. »

— « Ma c'hellfez talvezout e vestaoi d'ar marc'heg, az pefe nebeutoc'hik a zoan. » eme an hini goz.

— « Da viken e wasko warnon ar ranngalon, eme ar Rouanez, met ar pez a c'houerva d'in va c'hañv eo na c'hellan ket kaout an dic'hau digant ar Marc'heg. »

— « Bez dinoc'h, eme ar vaouez, an digoll ain bezo digantañ evidout kenkouls hag evidoun. Eur verc'h am boa. Roet en devoa ar Marc'heg e c'herc'h eufreijje ganti, ha n'en deus ket graet. Eur gallouid-strobinella am eus. N'oan ket avat evit tizout ar Marc'heg ken n'en devije lajet da vab. Bremañ avat am eus gallouid warnañ, hag e lakaat a rin e doare na vo mui gouest da c'hoarf gant e gleze. A-raok ma vo deiz warc'hoaz, e rin kement se. »

— « Ma rez diouz ma lavarez, e roin d'it kement a c'hoantay er c'hastell, hag anaoudegez vat a zougin d'it da viken. »

Hag ar vaouez koz kuit. Da serr noz e tinenzias he dreminn hag ez eas da d'ar Marc'heg. Illemañ a garc'h d'an ampoent eun tronezig yaouank ; hag e c'hoantae he c'haout. Ar wrac'h a gontas d'ezan edo e zeusig ouz e c'hortoz war ribl lenn an Evned, hag e oa bet kaset ganti d'her c'hemenn d'ezan. Ret oa mont dillo, rak eur c'holou bennak he devoa da zizolei d'ezan. Ilag ar Marc'heg war-lerc'h ar wrac'h koz. Met avech m'oa degouiczet e-kichen al lenn, ma skoas houmañ eun taol gantant gant he baz vurzudus, hag e troas kerkent en eur bern mein. Antronoz edo adarre ar Rouanez el liorz. Gwelout a reas ar vaouez koz en he sav en he c'hichen. N'he devoa ket he gwelet o tostaat ha ne ouic ket eis pe du oa deuet :

— « O Rouanez, eme ar vaouez, graet am eus ar pez am boa roet dec'h va ger da ober. Biken mui ne vanno ar Marc'heg-e-gleze a-enep den. Troet eo brémañ en eur bern mein du-hont, war ribl lenn an Evned, da virviken ! Ret e vo d'ezan chom eno, ken na zetio ar vaouez e gar d'e c'hervel dré e ano hag e lesano. Biken avat ne c'hoarvezo seurt tra, rak penaos e trofe en he fenn emañ-hén o c'hortoz du-hont dindan stumm eur bern mein, war ribl leinn an Evned. »

— « Petra a c'hellan me ober evidout, d'az trugarekaat evit ar pez ac'h eus graet evidoun ? »

— « Netra né c'hellec'h rei d'in, ha netra ne c'houennig diganez. Iliviziken am eus talvezet d'ezan ar pez en deus graet d'am merc'h. Ne c'hoantaen ket muioc'h. Bremañ emaoun o vont da ziskuiz. » Ilag ez eas diwar wel ken prim ha m'oa deuet. Bremañ emañ ar Marc'heg war ribl al lenn, eur bern mein anezan. Eno emañ abaoe an deiz sc hag hizio c'hoaz e c'hortoz ma vo dasprenet gant an hini a gare. »

Ha bremañ, va zudou mat, n'eus den e Iwerzon, neimedoun, o c'houzout an dancevell se. Ha koulskoude n'eo ket gant unan, na gant daou, na gant tri met e pep lech; am eus kavet ar bruzunou aneziz, am eus dañstumet e-deare na vefe ket cur ger enni na vefe ket gwir-bater. Må roit autre, am bezo warc'hoaz da noz eur gontadenn all da ober d'eo'h. »

An diuf a savas en o sav. « Sed a man eun dudiis a varvaih, » emezo. »

Pajenn 240, eil kolonenn er gontaden : « GOBAN AR C'HALVEZ » :
goude... « skiz divi ha klany », e vank ar gomzenn-man :
Kerkent ha ma oa aet va zad kuit ez is e kuz d'am quele ha ne zihunis nemet en dervez warlerc'h. Aon am oa rak va zid.

PIZ BIHAN AN AOTROU PERSON

Piou e kanton Lézardreo, n'en deus ket klevet an eus person koz Plouiel ?

Eun den fur ha santel anezan hag a ouie parea ar c'horfou kenkoulz hag an eneou. Ne 'z ac ket da gerch'hat e louzou gwall bél : traou ar vro e oant hag e raent vad. Evidon-me am eus sonj e kemennas d'in mont, diouz ar beure, da vale epad eur c'hard-eur en eur parkad melchen glic-dour-glic, gant va diouzhar noaz ha kemer em soubenn, d'am merenn ha, d'am c'hoan, eur meutadig poultr es-kern deuet. Dampred, c'houec'h sizun goude e fringen evel eun ebeul bloaz.

Ret e wije bet d'eo'h klevout e breze, genmou sasun hag eeun ! 'M eus sonj e tisplege, eur sul bennak, penaos e oa ret senti ouz an Aotrou Doue...

K Va breudeur keiz, emezan, c'houi a « zo lorzh ennec'h pa livir ez oc'h mestri « en-ho ti. Met piou a zo mes'r, e gwirioz « niez ? Pehini ac'hano'h n'eo ket bet ret « d'ezan plega eur wech pe wech d'e han « ter-diegez ? Ken gwir eo, va bugale, ma « roin-holl va fiz bihan, hag int erru da « re em liorz, d'an hini a zeuy da lavarout « d'in, e zorn war e asgre, n'en deus bis « koaz sentet ouz e wreg. »

En o serr e savas iveau ar merc'hed. An nor a zigoras er voger a-gostez hag ez ajont er-maez en hevelep doare ma édou deut e-barz. An nor a glozas anezzi hec'h unan hag e chomas Diarmuid e-unan-penn gant mestrez ar c'hastell.

D'ar pardacz se e oa deut enni eur c'hemm scurt n'en devoa Diarmuid gweclet biskoaz en e ostizez. Ruz-tan e veze he dioujod bep ar mare. Gwall drefuet oa. He genou a zisklozas evel pa vije o vont da gomz, nemet ne zeus mann er-maez. Teir gwech diouz tro e c'hoarvezas evelse. Sebez-kenañ é voé Diarmuid, ha spouronet ouspenn, ha gant au aon a grogas ennañ ne vœ ket evit ranna ger. War an diwezadou ez eas an Itron kuit, hep beza lavaret netra.

Ilag e teus ar porzier da gas Diarmuid d'e wele blot. An noz a dremennas eno, kousket c'houek. Antronoz, etre daou benin an deiz, e kasas e amzer ével en deiziou a-raok. Den ebet né welas, ken na vœ galvet, da serr noz.

M. KERFROUDENN.

D'an abardaez, goude ar gousperou, e wel ar person emañ Yann 'n Higenn ouz e c'hor'oz war dreuzou porz ar presbital, hag eur sac'h gantan en e zorn.

Te eo, Yann gaez ?

Ya ! Aotrou Person, deuet ouz da gerec'h ar piz bihan.

Ola 'vat ! Te n'ac'h eus sentet biskoaz ouz da wreg, gwech ebet ?

Feiz-nann, biskoaz, Aotrou Person !

Kaer en devoar ar beleg, diskredik, gouleñ hag asgouleñ, ne vœ ket evit lakaat Yann d'en em zislavarout : biskoaz n'en doa sentet.

Ac'hanta, Yann, eme ar person, deus d'al liorz neuze. Aze emañ da sac'h ganit ? Diskouez ta ! 'M eus aoun e vo gwall vihan ar sac'h-se !

Bihan e vo sur, met petra fell d'eo'h. 'Me 'm boa c'hoant kerñer unan all brasoc'h, hogen va wreg eo, pennek ével ma 'z eo, he deus va lakaet da gemit henmañ... »

Eur werennad sisistr en devoe bépied hor Yann, toutek ken e oa, gant an Aotrou Person, a vousc'hoarze sioulik.

LAN hag HERVE.
war La Bretagne ar 26 a viz c'houevr
1943.

Koroll ar balan alaouret

Ton ha Komzou

savet gant

Evnig-Penn-ar-Choad

M.M. $\text{d} = 84$

En dro d'ar prad 'barz an draon-ienn di-rei-di-ra
tra-la-de-ri-tra! En dro d'ar prad 'barz an draon-ienn
hon eus ka-vet ba-lan me-len! Du hont d'an nec'h, lein
ar me-nez e-leiz hon eus ka-vet i-vez ba-
lan a-laou-ret ba-lan a-laou-ret Holl a-sam-blez dan
somp ha ka-nomp gê — din-dan heol an am-zer ne-
vez Tra-la-la-la la-la-la-la-la
la-la-la Tra-la-la-la la-la-la-la-la
la-la-la!

m.m. $\text{d} = 96$

m.m. $\text{d} = 120$

I

En dro d'ar prad, barz an draonienn
Hon eus kavet balan melen !
Du-hont, d'an nec'h, lein ar menez
Eleiz hon eus kavet ivez !
Balan alaouret ! balan alaouret !

III

Ha setu savet eur pales
Deuit eta va rouanez
Hag unanomp hor c'halonou
Vel m'eo unanet hor bodou
Balan alaouret ! Balan alaouret !

II


Gant balan melen kurunct
Ni 'zo evel rouanezed
Hor pinvidigez, hor madou,
Eo yaouankiz ha bokedou.
Balan alaouret ! Balan alaouret !

IV

Balan melen, paotrezed koant
Blcuniou tener, kalonou drant
Keit ha ma 'z ay ar bed endro
E Breiz-Izel e tiouano.
Balan alaouret ! Balan alaouret !

DISKAN

Holl asamblez, dansomp ha kanomp gê
Dindan heol an amzer nevez
Tra la la la, la la la la Ia..



Merc'hedigou Skol gristen Gwerleskin e koroll ar Balan alaouret, a voe diskleriet ganto en eun doare dispar evit ar wech kenta...



E koroll "Ebeulez ar flourenn", e Feiz ha Breiz meurz-ebret, p. 263, an eil koublad a zo bet laket da bevarer; hol lennerien o deveso gwelet ar fazi-se hag e laket en e renk. Linenn genta ar c'houblad kenta e lec'h beza : Gwelet em eus en eur flourenn, a vije aesoc'h da gana ma vije renk et ar c'houblad kenta e lec'h beza : Me'm eus gwelet en eur flourenn.

Sellou war ar bed



Er kreiz an Europa, efre ar Pologn ha Bro-Hongria, e vev cur bobl hag he deus dak'het start d'he giziou kristen ha broadel, eur bobl hag he deus ranket stourm dalc'hmat ouz an estren, gouzant ha labourat, hep paouez : Slovakiz.

Ar garantez-vro a zo ker gwirizien net en o c'halon ma o deus gouezet stourm evit o frankizou.

Douar bro-Slovakia a zo poblet mil bell a zo ; tud a zo o veva warnan abaoe an amzeriou pella.

Gouezas beza bet renet gant rouaned, ha bet eur vuvez d'czi hec'h-unan, Slovakia a gouezas dindan kabestr an estren : epad kantvejou ne oa ãno chet ken eus Stad Slovakiz. Met kement-se ne viras ket ouz ar bobl-se da chom war he douar ha da genderc'hel d'e labourat en eur vitout start he giziou koz.

(1) Hizio Magyared ha Slovakiz a en em glev mat.

Kalz Slovakiz a gemeras neuze hent an harlu, hag a yeas d'an Amerik elec'h ma 'z eus c'hoaz en deiz a hizio, cur million hanter anezo.

Met an amzer a dremene ha brogourien nevez a gendalc'he da vale war roudou an tadou.

Unan eus ar re-man, a zo doujet bras e anô gant Slovakiz, cur beleg : an A. Andrei Hlinka a uestlas e vuvez da stourm evit frankizou e vro. Hen eo an hini en deus entanet a-nevez ar garantez-vro e kalonou Slovakiz. Kalet e voe e stourmadeg rak gwall gaset ha toullbac'het e voe.

Pa voe echu brezel 1914-18, Slovakiz a voe leun a fizians evit amzer da zont o bro : Gant skrid-seur Versailles goude ma voe dispennet Impalaerez Austria-Hongria, e voe unanet Tchekiz ha Slovakiz en eur stad nevez. Ar republik Tchekoslovakiat. Met an emgleo se etre an diou bobl ne badas ket. Ar stad nevez se krouet e kreizem Europa n'helle ket padout, daoust ma oa ennan, 19 million a dud rak ar re-man a oa eur strollad gouennou dishenvel : E kichen Slovakiz ha Tchekiz e veve 2 vilion a Alamaned,



Merc'hez yaouank diwar ar maez a zegemer an Aotrou Tiso, Pennerer Slovakia, hag hervez ar c'his koz, e kinnigont d'ezan bara hag holen an degemer mat.

En tu dehou e weler an Dr Tuka, ar mestreministr, gant e vleo gwenn. Stourmet en deus skoaz-ouz skoaz gant an A. Tiso evit frankiz Slovakia, ha kondaonet e oa bet gant Tchekiz da 15 vloaz toull-bac'h. Karet kals eo gant e genvroiz.

Polóniz, 1 milion a Vagyared ha 100.000 Rutenad.

Koulskoude Slovakiz a asantas beva gant Tchekiz. En emgleo savet etrezo, Slovakia a dilec kaout, er Republik nevez, he frankizou. Slovakiz leun a fizians a grede d'ezo eta e oa deuet pêloc'h da wit o hunvre koz.

Met Tchekiz leun a lorc'hentez a glaskas ober eus o amezogez eur c'holoni eus ar Bohême. Ne fellas ket d'ezo anzav an emgleo sinet e Pittsburgh...

E kement lec'h a oa e Slovakia, an dud e karg a oa Tchekiz. Ei skolioù, eus ar re izela betek ar re ubela, ar gelennerieu a oa Tchekiz hag eleiz a draou all a oà c'heaz hag a zisplije kals da Slovakiz. Neuze, an An A. Andrew Hlinka, a en em lakeas e penn strollad poblek Slovakia savet gantan liag a grogas a-nevez da stourm met en taol-man ouz Tchekiz : Mont a reas da Baris gant e genlabouren, beleien eveltan, da vodadegou ar Peoc'h evit en em glemmi euz enebiez ha ystil fall Tchekiz en o c'henver.. Met Benès, pennrener ar Republik Tchekoslovakiat a deuas a benn da lakaat Kamaded Slovakia da veza taolet er maez eus Bro-Chall.. Lavaret a rae e pep lec'h : « Met, sellit 'ta ouz kannaded ar Slovakia ! N'eus nemet bejeien anezo ! Ar Vatikan eo en deus o c'haset d'eo'h... »

Ar c'homzou-se a gavas eun heckle, e skouarn ar politikerien c'hall a oa al lod vrasa anezo framasoned !

Dal ma lakeas e dreid war douar e vro, an A. Hlinka a voe laket en, toull-bac'h evit 6 miz. Met eur vech digabestret, e kendalc'has da c'heulem hep ehan ma vije roet da Slovakia ar pez a oa dleet : he frankizou !

Tchekiz a respontas gant gwaskerez a pep seurt : ar gannaded slovakiat a voe toullbac'h evit an distera, digarez... Gouarnamant ar Republik Tchekoslovakiat a reas eur prosez d'an Dr Adalbert Tuka, kannad slovakiat ha kenlabourer an A. Hlinka ha kondaonet e voe da 5 bloaz prison.

Tchekiz a reas pep tra evit heskina Slovakia. Stourm a rejont ouz an Iliz katolik (rak Slovakia a zo eur vro gatolik) hag ar relijon gristen a voe lakaet er maez eus ar skoliou... Difenn a rejont oaz Slovakiz vihan komz yez o mamm,

Met ar bobl slovakiat leun a fizians en he mistri brogarourién ne fallgalonás ket...

Gant ar bloaveziou 1938-39, ar Republik Tchekoslovakia a oa war he zremenvan... D'ar 14 a viz meurz 1939, goude beza bet gwasket edoug mil bloaz, Slovakia a gavas a-nevez o frankizou. Ar beleg brogarour, an aotrou Hlinka ne welas ket an deiz kaer-se, rak marvet e oa e 1938.. Un'an eus e genlabourerien, eur beleg iveau, an A. Tiso a gemeras penn ar vro.

E dibenn ar brezel 1914-18, en devoa tregont vloaz bennak hag e voe anvct da gelenner an Doueoneiz katolik e Skolleur Vienn. Met nebeut amzer goude, e tistroas d'e vro hag e krouas kuzul broadel Slovakia. Diwezatoc'h e labouras da sevel Stroßlad ar bobl Slovakia, diazezet gant an A. Hlinka. Da varo henmañ, an A. Tiso a gemeras e garg. Depute er

parlamant Tcheko-Slovakia, e stourmās, heb ehan, evit frankiz e vro, betek an trec'h... Met ar beleg-se daoust m'en deits hirio eur garg uhel : pennrener ar Stad Slovakia, a zo eun den izel a galon.

Ema o chom e ker vihan Banovce abaoe 20 vloaz. Anavezout a ra kement ti a zo en e gêr, hag istor pep hini eus an tiegeziou. En doare-se eo ema Rener Slovakia stok ouz e bobl.

Bep sul, an A. Tiso a zilez Brastilava, ker-benn Slovakia evit mont da ziskuiza da Vanovce. En e di e tigemer e vignoned hag e genlabourerien hag an dud estren a deu d'e welout, laouen da c'hellout saludi ar beleg brogarour-se, — mab cur c'houer, e penn eur vro ha n'eus enni nemet labourerien douar, — ne glask nemet mad e bobl, pobl koz ar Slovakia.

AR BALEER-BRO



Dal ma ro aferiou ar Stad eun tammig amzer d'ezan, an Aotrou Tiso a ya da ziskuiza da di e vamm. War an hent souezus m'en deus kerzet warnan ar mab, spered ha lorc'h ar vamm o deus e heuliet.



E Bro Rusia, e koajou Katyn ez eus bet graet, daou viz a zo, eur gavadenn spontus : eur garnet leun a vilierou korfou soudarded.

Enklaskou piz a zo bet graet raktal gant eur strollad medesined a bep bro ha tud gouiziek eus ar Veljik, Bulgarie, Danemark, Bro-Finn, Kroatiá, Itali, Suiss hag all... Dont a rejod a benn da chouzout ne oa ket ar soudarded-se bet lazet war an dachenn-emgann, e kreiz ar stourm ! Nann, siouaz : eur marc gouez o devoa bet.

Kalz anezo a oa liammet o daouarn d'ezo, ha war o fennou e oa merkon hag a ziskouze e cant bet lazet gant tenuou revolver en o chlopenn. An dilhad a zougent hag an traou a oa kavet warno : paperou, liziri (skrivet eus miz here 1939 da viz ebreli 1940) poltrejou, metallennou, kartennou, a roe da anaout e oa ar paourkez soudarded-se ofiserien poloniad.

E koat Katyn, izili Kroaz Ruz ar Pologn a bed evtt o chenvroiz lazet eno, a vilierou, gant ar Volcheviked gouez.



Testou, kouerien ha kadourien Katyn o deus diskleriet iveau penaos edoug mizioù meurz hag ebreli 1940 eun niver bras a ofiserien poloniat, prizoniet gant ar Sovieded a oa digouezet e gar Gniezdovo, ha den n'o gwelas o tont en dro.

Seiz bez bras a zo bet dizoloet hag an hini brasa anezo a zo ennan 2.500 korf breinet, en o zouez beleien. Wardro 10.000 poloniad a zo bet lazet evelse gant ar Volcheviked. Ar gavadenn mantrus-se he deus lakaet dies paotred Moskoy, rak eur wch c'hoaz eun testeni eo eus ar pez ez int gouest da ober e kement bro ma kermerfent ar gorre : laza, laza ! Koadou doum hor Breiz, ar C'hranou, Kenekan, a deuse da veza Katyniou hor bro : karneliou tud, lazet evel chatal, gant mevelien ar volcheviked, ar communisted !

Tudou keiz, hag a gred n'eo ar volchevism nemet eur spontailh, Doue r'ho miro diouz planedenn soudarded ar Pologn !

Ar Garreg vras ha kras, 'kreiz ar menez meiniek,
 'Zispak he lein keinek, dantek, war ziribin,
 'Touesk ar brug a lug 'zo skignet el lanneg
 Ha lann gibin ken krin ar gwarénnou boutin.

En distro hec'h-unan ha gant mân mantellet,
 Didammet bep etin tamou gant strep kamm an amzer
 He c'hern lemm hep eur c'hlenn, 'kreiz ar goañv, chugudet
 En hañv o leski yaç'h gant ar boutac'h pounner.

N'eus kavandenn ouz den 'kreiz keinenn ar menez :
 Ne vern rak n'eo mab-den nemet eun tremeniad !
 Gwell eo d'ezzi beza pez eo e gwirionez :
 Rouanez ar barrez, mestrez an tolead.

A bell-bras he gweler eus goualed an traoniou
 A dro-war-dro ken stank en hor bro, en distro,
 Hag, a-dreuz Traonenn Aon ha kaou he douarou,
 Diswel Tuchenn Mikêl er yuloc'henn hedro.

Dindan heol an Arc'h-mestr, pebez arrest, va zud !
 'Vel chaoser eur porz kloz, diouz tu an Hanter-Noz
 Aradennad Are gant he c'hrec'hennou lud
 O stanka Stankenn Aon re-bar d'eun dachenn gloz.

O tachenn virzudus, strujus ha kaer dispar
 Hag amlivet ken flamm, dinamm hag estlammus
 Gant liou glas ar glazienn, hini rous an douar,
 An havreg fresk-arret, ar gwerjezou frouezus,

Hizou, chapeliou boure'liou, kériadennou
 'Douesk ar mêziou gwezek, diwar 'r Meneziou Du,
 Endra ma koag en oabl kavaned an touriou,
 A bar fraes, eun drugar ! ha dispar a bep tu.

E pellder ar Reter e weler, war-du Laz
 Ha roziou koz Sant-Toz gwall-c'hrs ha diziñgal,
 Anevalec heñvel ouz kañvaled du-glas,
 Amezeien veinek hor C'harreg vras teñval.

War-du 'r Su, en izel, e goualed eur gelc'henn
 Euc'hidek ha broennek, frank, ec'hon ha fankek,
 'Lec'h ma kresk ar geot hesk, aze 'mañ Geur Hellein.
 Rannet gant gwern 'lec'h spern, tost d'Edern ha Brieg.

Lenn vras act da lagenn, da bradeniñ elestreks,
 'Lec'h ma kousk en douar, dindan trouks an taoutarc'h,
 Eur vrigadenn gadarn treec'het gant tud Brieg,
 Arme 'n aotrou Ketne, kabitenn divraouac'h.

Ha ken klok er C'hornog, hag o pokat d'an neñv,
 Linenn gromm Menez Chomm chomet, evel gwechall,
 Harz liorzon 'r Porzae, kornad divrall ha kreñv,
 Leal ha didammall, feal d'eun amzer-all.

Izeloc'h 'vel eul loc'h, pa vez silkaer an amzer
 Goude gor an arne, war ar mor eun digor :
 Ha Bae Dourmenez, klonar e zourcier,
 'Weler 'vel war vordo, glas 'vel deliou kolor.
 'Vel-se, Karreg an Tan, tachenn an tantadou
 E renvez hep fendacl war da rouantelez,
 Brudet e-touesk an dud 'boe amzer hon Tadou
 Pa rankent argadi 'vit o glad, mignonez !

Diwar beg Roscañvel lies ouspenn kant gwern
 'Weled o tont d'an aod gant ezzenn vlot miz Mae ;
 « Krog ar reuz e Kelern, ar freuz e Meilh-ar-Wern !
 « Bu al lae ! Bu al lae ! Mañ an tan e Koad ar C'hæ ! »

Met 'n eun taol a greiz-holl, en e roll, eur flamm sklaer
 O tifoupa dihoub, diwar da lein ken du.
 Da c'hervel d'an emgann, dizamant, hon tud taer
 A sailhe, gant rasailh, en eur youc'hal : « Dioustu ! »

Vel eur stoc'h rag eul loc'h, ar bruskou rust neuze,
 Unanet dianken, 'ranke ober eur stank ;
 Ha kasenn ar mor saoz en he naoz a dec'hé,
 Taoliou druz ha gwad ruz, eun druez ! rede stank.

Ha te, Gedourez Vetur, difich war da sichenn,
 Ken sichant ha biskoaz daoust d'ar gloaz ha d'ar reuz,
 'Roe youl ha fiziañs ha lañs d'az kadourien
 Da adsevel Bro-Vreiz gant reiz, hep nec'h na keuz.

Dinerz o deus kerzet kammedou 'r c'hantvedou
 Abaoe, hep paouez, dous didrouiz ha sioulik,
 Met 'n Ankotta ankenius, daoust da vailh'an Ankou,
 N'eo bet trech'h e nep lec'h d'hon eñvor virvidik.

Azaouez dibaouez d'it-te, rik ha rekis !
 D'it hon anaoudegez, hon evez, hor soñjou !
 Te 'voe ar C'chedourez, Mirourez hor Frankiz,
 Ha gant kouñ-ha kouñnar ' dommas ar c'halonou !

Hor c'halon dizroukrañs a salud gant doujañs,
 Evel pep gwir gristen, ar Christ trist zo staget
 Ouz Kroaz Koloenneg, kolonenn a sperafis,
 D'amezegez nesa, lez ar re c'hlac'haret.

Hag hor penn diskabell o stoui en avel
 Dirak 'n D'oué Route, dinammer hon nammou,
 A ro d'it diveni testeni divarvel
 Eus hor gwir garantez evit e oberou.

EGILE

Geriou diaes da veur a hini hag a vez implijet e Gouezeg.

Ar brug krug a lug : la bruyère rabougrie qui accroche. — Lann gibin : lann gwrac'h, lann Krak : ajoue sauvage, non cultivé — chugudet : rivet, anouedet, mortez gant ar yenijenn ; ar boutac'h, chaleur d'orage — kavandenn, kaout kavandenn ouz unan bennak : Avoir compagnie ou fréquentation avec quelqu'un — an tolead : la région — kaou : bas-fonds — ar vulochenn, muloc'henn : la brume — Kavaned : cornilles — kabiten divraouac'h : kabiteñ dispon — vel war vordo : incertain, flottant — Kolor-keler : noix de terre, anvet c'hoaz klogor, kerlez, kistin douar — Bu al lac ! Bu al lae ! eo marteze garm brezel ar Vretoned koz. Amañ pa c'hoarier bizibul e vez ja-varet :

Bu al lae ! Bu al lae !
 Krog an tan e koad ar c'hæ,
 Hag en ti hag er weñ,
 Hag e koadig Meil ar Wern
 Hag en ti hag en oaled
 Hag e kraouig an denvet...

Kais keriou a zo bet distrujet gwech all gant ar Zaozon penn-da-benn ar ster Aon : Koatiwrac'h, Koatigo ; Koatigouan, Koatifani ; Koati a zo, hervez an A. Délaporte, tad, eun distresadenn eus : koz ti, da lavarout co dismantrou.

O tifoupa dihoub : surgir ou apparaître brusquement ; dihoub, hep harz ebet rasailh : tousmæ'h, toumpi, trouz bras : stoc'h : stank, éléture ... kasenn : courant d'eau ; kasenn a zo gant ar ster pe gant ar mor — sichant, maô : allègre — diverti : hep geizou, hep ardou.

MARO AN TAD 'N HELGOUAC'H

E hanter ar mis tremen eo digouezet ga-neomp al lizer-mañ digant person Plonevez Porzay :

Pontmain, 12 a viz mae.

Mignon mat,

Er mintin-mañ em eus kaset d'ar veréd an Tad Yann an Helgouac'h, O. M. I. marvet dilun diweza, 10 a viz mae, da 69 bloaz. Amañ e oa abaoe mis du, o tiskenn bemdez wardu ar bez. Bloaz hanter bennak a zo e oa o kostezia a-uz an toull doum, troet dalc'h mat e lagad d'al lae.

Chouec'h sizun 'zo oan deuet d'e we-lout, e dammig yec'hed o vont kuit, aet kuit kouls lavarout, e spered a-vat keu digor ha biskoaz, prenestrou bras d'ezan war bep tachenn.

E tu an novised e oa e gampr : e kreiz e boan 'oa eur blijadur ruz d'ezan kle-vout ar baotred yaouank o c'hoari war an harmonium pe o kana hor c'chantikou pe soniou brezonek, soniou Botrel hag all. Botred a oa bet un'an eus e vingnoded kalonka ; o sparcou d'ezo o daou o oa ken troet wardu an esperans. Fallgaloni, biken ! Rei kalon d'an holl !

Barzoniez vrezonek, barzoniez c'hallek, war bep tachenn, oa hen eur mestr. Sonj ar peus eus studiadenn an Tad Kérrien : « Diaes bras e vo sevel barzoniez vrezo », nek hervez lezenn-veur ar varzoniez, « er yezou e sko an taol mouez muioc'h » war an cil sillabenn eget war eben ; « marteze ne dalv ket ar boan klask dont « a-benn eus seurt labour ! »

Gwenneg ar Brezoneg

Sul ar brezoneg, Cleder : 300 lur ; Hervé Abgrall, Laharena, St-Thégonnec : 20 lur ; Arthur Mouter, Plogonnec : 70 lur ; An Itron a Rohan-Chabot, Antrain : 30 lur ; an A. Joncour, Kemper : 20 lur ; A. ar Berr, Roazon : 20 lur ; J. Gueguen, Lézneven : 20 lur ; Em. Chevillotte, Brest : 70 lur ; Samuel Vallée, Montroulez : 20 lur ; J. Kerdiles, Landunvez : 5 lur ; P. Guillou, Ergue-Gaberic : 20 lur ; P. Colin, Taule : 20 lur ; J. L. Rumin, Guilers : 20 lur ; H. Mimgam, Berrien : 70 lur ; H. Quaba, Pleyben : 20 lur ; J. Y. Kerouanton, Lanhouarneau : 20 lur ; an

Ne dalv ket ar boan' ; er c'henta Feiz ha Breiz warlerc'h, lipet ar c'haez gant ar gegin ; moulet oa barzoniez an Tad 'n Helgouac'h gant ar c'haera klotennou 'zo het gwelet biskoaz o tigouezout an eil gant eben.

E galleg henvel an traou !

E « Jeux floraux » Toulouse, prizion, menegou enorus. Diweza tammoù a zavas evit Toulouse n'eo ket roet c'hoaz ar pri-zou evitan ; graet e voe gantan war e wele hospital en hanv diweza, en Nao-ned : « Talvoudegez ar boan ». Merk e vamm, eur gristenez eus an dibab, a oa warnan 'hed e vuhez : wardu Doute er boan koulz hag el levinez.

Bez 'e oa, etouez beleien hon amzer, unan eus ar c'haera speredet. Ha Breiz zad betek mel e eskern. Douse r'c bar-dono.

J. THOMAS.

N'oun ket bet re rouezet o klevout ar c'helou glac'hars a zegase d'in J. Thomas, rak d'ar 7 a viz genver diweza, pa-zegase d'in e varzoneg (1) — a dle m'oar-vat beza e hinid diweza, — va c'henlabourer mat a skrive d'in ar geriou-man e kavan enno bremañ e gimiad diweza :

« Bloavez mat d'it ha da Feiz ha Breiz « En diskui emaoun e Pontmain, e ti « an Tadou Obladed, va breudeur. Reut « zeudik eo va stad. Va yec'hed a zo « gwall douchet.

Eur beden evidoun.

Y. N. Helgouac'h O. M. I. »

E erbedi a ran ouz holl lennerien Feiz ha Breiz.

(1) Da Vab Doue, moulet war Feiz ha Breiz Pask diweza.

KORN AR YEZADUR

Eul lizer digant an Aotrou Vallée

Goude beza lenjet Feiz ha Breiz mis genver hon eus bet al lizer kentelius-man :

Sant Laurans, 19 meurz 43

Mignon ker,

Setu amañ eun nebeud eveziadennou diwarbenn Feiz ha Breiz, (pajennou 270, 71.)

KUDENN AR Z (h-ha-dd)-koz (koth) ; fuz (rudd) e ranker evit he diluzia en em harpa war istor ar Yez hag ar c'hembraeg.

Nevez ha direiz eo an distagadur c'h e lec'h Z. Eun trefouedadur n'eo ken. Noazus tre eo dre ma tenn d'en em astenn. Ar seurt distresaduriou a vez dizarbennet dre dremen hep o skriva.

KUDENN AN W.

Reizet mat ez oà bet gant « Reolenn Troude » er geriadur Ernault. Torret eo bet ar reolenn-se gant skrivadur ar zh.

KUDENN AR SONIOU DRE AR FRI. Diforc'hent int e Treger.

KELEIER AR MIZ

SKOL-HANV VREZONEK EVIT AR VUGALE

Evel warlene skol-hanv Beg Meilh a vezo digoret evit ar vugale. Met er bloaz man e vezoo daou viz skol :

Miz gouere evit ar vrezonegerien ; Miz eost evit ar c'hallegierien.

Kerent brézonegerien, kasit ho pugale da skol St Hitud Beg Meilh. N'ho pezo ket a geuz.

Evit kaout diskleriaduriou, skrivid d'an A. Yann ar Beg, apotiker, Leurenn Locranon, Kemper.

AN IWERZONEG a dle beza a nevez yez ar bobl. Setu ar pez en deus lavaret an Ao. Valera Pennrener Iwerzon (Eire) : Deuet eo ar mare, emezans'hoaz, da gregi gant eur abstolerez vras, en Eire a-bez, evit rei d'hor yez he sked a-wechall...

MEZERENTI KERIOU BREIZ :

Beteg-hen bombezadegou ar Zaozon hag an Amerikaned o deus lazet en hor c'heriou : 500 den e Roazon, 483 e St Nazer, 334 en Oriant, 254 e Brest, ha 82 e Montroulez...

BRUD GOUEL ST ERWAN

Er bloaz-man, hor sant broadel a zo bet enoret e meur a lec'h e Breiz hag el lec'hioù all ma z'eus Bretoned ha n'o deus ket a vez o tiskouez o c'harantez eit Bro o Zadou :

E Landreger eur mor a bardonerien a ziredas da budi Patron Breiz. En Naoned, en Angers, e Paris e voe kanet oferenou ha graet prosesionou. Ra vezou en amzer da zont roet muioc'h a don c'hoaz da c'houel an hini a zoug al leshano ken kaer a « Zouger banniel Breiz » (Signifer Britanniae)

Diesteriou a zav war an hent pa glas-ker heulia ar skouer-se e Leon. Da skouer : anoiou-verbou diwar pennkefiou ken-zonennek (evel kanan) a gemer ar son fri ; ar re diwar pennkefiou en (h) a (pesketa) n'her c'hemeront ket.

GOURFENGER « OR ».

A dalv, ez reiz, evit ar verbou-gouzav (karor) « on aimera ». Ne weler ket penos e c'heller e astenn d'an araogenou. Sellet ouz ar brezoneg krenn.

Kenavo. Gouennit d'in gras eur maro mat

F. Vallée.

Gouenn a reomp evit an Aotrou Vallée yec'hed epad meur a vloaz c'hoaz hag eur maro, evel maro ar zent, an diwezata ar gwella, rak eur goulou eo e Breiz !

Y. V. P.

PELERINAJOU AN YKAM

Paotred yaouank an Ykam o deus graet en cskopti Kemper ha Leon, pelerinajou e Kernitron, Ti Mamz-Doue, Rumengol, ar Porzou, hag ar Folgoat... E skeud « Perlezenn Bro-Leon » YKAMIZ a reas d'al lun ar Pentekost eur gouel kaer meurbe : 3.000 baotr yaouank, diredet da rei eun testen eus o feiz birvidik e treid Itron Varia Folgoat... Kement tra a voe graet e brezoneg hepken : ar sarmoniou, gant an A. Guivarc'h, kure e Gwitevede, en oferenn-bred, hag en gousperou gant an Tad Medard, renec « Ar Vuhez Kristen ».

Met ar pez a voe cun nevezenti, eua estlamm, eo gwelet pevar paotr yaouank o komz e brezoneg er micro, dirak o c'henvroiz, bodet stank dirazo...

Seurt goueliou a zo frouezus meurbet koulz evit ar feiz hag ar brezoneg. Da Ykamiz ha d'o renec ampart an A. Fave, Feiz ha Breiz a ginnig e chouekan gourhennou.

Noteun : War bou niverenn a zeu ec'h embannimp prezegen unan eus ar baotred yaouank-se.

EUR RETRED VREIZAT EN NAONED

Eus ar 4 beteg an 9 a viz mae, ebarz Iliz Sant-Martin Chantenay, eur retred vreizat a zo bet prezegent gant an Tad Tanguy, skoazellet gant an Tad Dorval.

Boukaet e voe kalon meur a hini o welet bodet en iliz tud a bep korn eus ar Vro goz, o klevout kantikou kaera ar gêr, o selaou ar prezegennou e yez an Tadoukoz kousket pell du-hont e gwasked an iliz, e parrez o c'havell.

GANT LEVRIOU « FEIZ HA BREIZ »

Dar sul vintin, eun ilizad tud a dostaes eus an daol zantel o kana ar c'chantik : Elez eus ar Baradoz. Goude an oferenn, e « Ti Santez Anna » e voe roet da bep hini skeudenn ar Galon Zakr da lakaat en ti evit e ziouall diouz peb drouk.

Dirak ar skeudenn-se, oc'h ober ar bezenn eus an noz, Bretoned an Naoned a danvo epad pell amzer blas ar gér o deus kavet gant ar retred-se.

VAD AR BRUDEREZ

An traou gwella pa ne vezont ket harpet ne badont ket.

Feiz ha Breiz a gav etouez ar vugale hag ar re yaouank bruderien hag a laka niver e lennerien da vont war gresk eus an eil miz d'egile : « Disul, goude ar gousc' perou, a skriv d'comp unan anezo, ouz bet oc'h ober eun dro vruderez evit Feiz « ha Breiz gant eur c'heneil d'in ha kavet « hon eus nao gomanant ; wardro an hanter eus an tiez m'omp bet enno hon devoa gellet da gomananti. N'eo ket fall gwelout an hanter eus tiegeziou eun ta-kadig douar prest da gomananti ha ma tremenfed dre Vreiz a-bez, neuze 'ta, na pebez bern lennerien en divise Feiz « ha Breiz ? Siouaz ! bras eo an eost hogogen al labourerien a zo rouez ! »

GOUEL DOUE HA GOUEL YANN

Gouel Doue pe Gouel Korf-Krist, pe ma kavit gwel, Gouel ar Zakramant n'en em gav da goueza d'ar 24 a viz mezeven, nemet pa vez Pask d'an diwezata deiz ma ch'ell beza, da lavarout eo d'ar 25 a viz ebrel, evel er bloaz-mañ.

Kement-se a zo bet digouezet pe a kigouezo er bloaz : 1541, 1546, 1666, 1734, 1886, 1943, 2038, 2190, 2258, 2326, 2410.

En XXXIvet kantved e tigouezo diouf wech ha kantyejou a dremeno ha n'heñ gwellint morse.

Goude ar bloaz 5120 e tremeno 13.000 bloaz hep gwelout an daou c'houel d'an hevelep deiz ha goude ar bloaz 11.520, 500 vloaz !

A-henn neuze hag ac han di
En devezo harzet meur a gi.

Ar gelaouenn DIHUNAMB, n'eo ket maro. Dihunet eo a-nevez : Ret e oa bet d'he rener kalonek, hor mignom mat Loeiz Herrieu, paouez gant mouladur e gelaouenn, o vezan ma oa bet distrujet e voulerez en Oriant.

Kenvroiz ker, harpit « Dihunamb » koumanantit d'ez iha kasit profou evit ma c'hello Loeiz Herrieu kenderc'hel gant e stourm e bro Santez Anna : Koumanant bloaz : 30 lur. Bureo Dihunamb, Henbont. K. R. 241.28 Naoned.

KANV

Erbedi a reomp ouz hol lennerien eur Vreizadez vat, Jann an Ivinec, Intan-

vez Alexandre ar Goaziou, eus a Vontreuz, maro e ti he merch'h, e Keraz, ha bezet eno d'an 23 a viz meurz diweza. Doue r'he fardono.

Eun eured

An A. Yann Jade hag az dimezell Janig Couic a zo bet eureujet d'an 28 a viz ebrel 1943, e iliz Goayen.

Feiz ha Breiz a ginnig d'an dud nevez-se e wella gourc'hemennou.

Keleier laouen

D'an 28 a viz c'houevez 1943, Hoel Caouissin en deus bet ar blyadur da gaout eur c'hoar vihan, ISEULT.

Badezet eo bet e iliz sant Houardon Landerne, d'ar 4 a viz meurz 1943.

Rozon 15 a viz Ebrel 1943.

Mikael, Gaetan Arzel ha Tugdual Langlez a zo laouen o kemenn d'eo'h gane-digez o c'hoar vihan Rozenn.

7, Straed Victor Hugo

An Aotrou Doue en deus roet d'eo'meur seizvet krouadur, GWENAELE.

d'ar 15 a viz Ebrel 1943 hag e kasomp d'eo'h ar c'helou laouen.

An Itron hag an Aotrou Mark ar Berr « Ker-Ys », Kemper, Breiz (Bro-Gerne).

DAOU LEVR GALLEK A DALVOUDEGEZ

ARTHUR DE BRETAGNE, drame en cinq actes, et en prose avec un chant, par Claude Bernard.

Ar pez-c'hoari-se savet gant Glaod Bernard, 1813-1878, an hini a dilee beza diwezatoch' unan eus brasa medesined hon amzer, a zo bet moulet, a-nevez, dre aked hor c'henroad an Dr Y. V. ar Goff, eus Dinard.

Her goulenn ouz J. B. Bailliére et fils éditeurs 19, rue Hautefeuille, Paris.

CONTES BRETONS SUR XII METIERS

Illustrations de N. Gerard

Al leor-se savet diwar baperou an A. Cadic, bet, pell hag hir amzer, person Bretoned Paris, en deus 288 pajenn hag a vez kavet da brena evit 60 lur e Librairie Celtique, 108 bis, rue de Rennes, Paris.

Bleun-Brug

Franck Choquet, Rouan : 25 lur ; F. R. ar Bleiz, Bourdel : 27 lur ; P. Mocquer, Carantec : 20 lur ; An A. Dyèvre, Paris : 100 lur.

Leoriou ar brizonidi

Mark ar Berr, Kemper : 300 lur.

Bez Yann V

An I. Loeiz ar Minor, Pont 'n Abad : 100 lur ; Y. ar Pennec, Plogonnec : 100 lur ; an Dimezell a Gervenguy, Sibiru : 50 lur ; Mark ar Berr, Kemper : 200 lur.

Moulerez Bro-Léon, Landerne, P. C. 410, Ar Merour : H. Caouissin

SAVIT LEVRIOU BREIZEK EN HO PARREZIOU MAGIT SPERED HOR PRIZONIDI.

LEVRIOU MAT HA MARCHAD MAT HA PLIJADURUS DA LENN

SANTEZ TRIFINA, gant ar chaloni Joanno. 8 real.

HOLLELEN, gant Hollsent ar Garrec..... 1 skoed.

AN AOTROU KERIOUAZ, gant Lan ar Goff 1 skoed.

LEVRIOU GALLEK

ESSAI SUR LA QUESTION BRETONNE, par Yves Le Moal 2.50

NOS DEVOIRS ENVERS NOTRE RACE, L'EGLISE ET LES SURVIVANCES NATIONALES, par Mgr Paquet 2.50

LE BLEUN-BRUG ET L'EGLISE 1 fr.

TRO-BREIZ, PELERINAGE DES SEPT SAINTS DE BRETAGNE, avec illustrations et une carte hors-texte, par le chanoin Le Roy 2.50

LE PERE J.-F. ABGRALL, DES MISSIONS ETRANGÈRES, par M. le chanoine Pérennès... 12 fr.

LES PSAUMES, TRADUITS ET COMMENTÉS, par M. le chanoine Pérennès..... 20 fr.

IV. — PEADRA DA GANA

KANAOUENN BLEUN-BRUG 1920, 1922, 1923, 1925, 1930, 1932, pep levr..... 10 lur.

SONIOU BUGALE, ar poz..... 3 real.

Kanaouenn war baperennou distag :

KANTIK SANTEZ ANNA WENED ar c'hort. 20 real.

GWIR VRETONEZ, gant an A. Cong ar c'hort 20 real.

GWIRZ KER-IS, gant Oller Souetr ha J.-P. ar Skour, ar c'hort..... 20 real.

SONIT BOMBARD, SONIT BINIOU, gant J. Marschal ha J.-P. Dantec, ar c'hort..... 20 real.

KAN-BALE AR BOTRED YAOUANK, gant J. Marschal ha J.-P. Dantec, ar c'hort..... 20 real.

Grit ho koulenou ouz : « Feiz ha Breiz », Seignac, Finistère, C. C. 21.802 Rennes.

(Mizou-kas ouspenn).

Kloareged ! Beleien yaouank : Eun nevezenti evidoc'h :

TAOLENNOUIGOU BREIZEK EVIT AN URZIOU SAKR

embannet gant « Oole ». (5 taolenn lieslivet).

1) An oferenn, gant Micheau-Vernez.

2) Sant Erwan, gant X. de Langlais.

3) « Da sklerijenna a ray evel sklerijenn eur c'houlaouenn », gant X. de Langlais.

4) An oferenn er Stalag, gant P. Féron.

5) O dousté en overennou en ur chapelig didrouz « émézeu Breiz-Izel, gant Jobbé-Duval.

ar strollad a bemp dishenvel : 2 skoed

ar 100 : 125 lur

Mouladeg an ano, e lizerenou keltiek :

an 50 : 25 lur

ar 100 : 55 lur

an ell 100 hag ar re all warlec'h : 35 lur

AA CHANTIK « BELEG DA VIKEN », evit beza kanet en Oferennou genta, war folennou distag :

ar pez : 10 gwenneg; ar 100 : 40 lur; ar 1.000 : 250 lur.

Gouenn ar c'chantik-se hag an taolennigou e ti Moulerez Bro-Leon, Landerne.

1843

1943

Kantved "Liziri Breuriez or Feiz"

Kant vloaz a zo er bloaz-mañ, abaoe ma voe moulet kenta levrig Liziri Breuriez ar Feiz. an A. Hersart de la Villemarque, tad ar Barsaz Breiz, gant harp ar chaloni Alexandre hag eun nebeud beleien eo a oa en em-garget da embann al liziri-se ; ar re genta, n'oa ket kaer o brezoneg, rak an A. Moal person Sant Martin Montroulez, en e levr Barzonegou, p. XV, moulet er bloaz 1847. a skriv kement-mañ a zo eur gentel vat d'an A. de la Villemarqué.

...Eur pennad a zo e kresk niver [ar] baotred kalonek
Ha daoust ma 'zint goueziek e galleg a studi ar brezoneg
Ra deuint da greski bemdez ha d'en em galonekaat.
'Vit m'hor bezo al levez da welet [ar] brezoneg o wellaat.

Evit lakat kement-se da zont da wir, ve ret d'ezo bepred
Diouall, pa skrivont e brezoneg, dioc'h ar galleg hag e spered ;
N'eo ket a-walc'h pa skriver bernia kals komzou brezonek
Ret eo lakat dirak e lenner ha skiant ha spered breizek.

Hogen n'eo ket [pez] a ra betek vremañ pep skrivagner brezonek
Rak daoust d'o niver [a] gomzou breizék e skrivont hervc'z skiant galleg
Gwelet a reer kement-se el Lizerou eus a Vreuzieg ar Feiz,
Pere gant kals komzou breizek n'int nemet gallegerez direiz.

Prederi a reont pa skrivont e niver a c'heriou brezonek
Ne lakeont zoken en o oberou nemeur a gomzou galleg ;
Hogen o c'haoz, o doare ober, a ziskouez n'int ket Bretoned.
Rak ne aozont ha ne skrivont nemet hervc'z skiant Gallaoued.

Treantont eta pa skrivont e skiant ha spered ar brezoneg
Ret eo neuze ankounac'haat hag ar skiant hag ar spered galleg
Rak mar deo kals doanis gwelet etouez brezoneg komzou galleg,
Gallegerez e brezoneg n'eo ket iveau ne meur talvoutek

Ma fell d'eomp eta kenderc'hel, gwellaat hor brezoneg hag hor yez
Skrivomp hervez skiant brezonek, diouallomp diouz gallegerez ;
Aozomp atao e doare hag hervez skiant ar gwir Vretoned
Ret eo beza Gall gant Gallaoued ; hogen Breizad gant Breizaded.

Aozeren Liziri Breuriez ar Feiz o deus gouezet tenna talvoudegez eus kentel an

A. Moal, rak o skridou a vez e aozet atao e doare hag hervez skiant ar gwir Vretoned !

HON NIWERENN MEZEVEN


Darn eus hol lennerien n'o deus ket resevet an niverenn-se. Koulskoude an holl niverennou a zo bet kaset, n'ouzomp ket eta petra a zo degouezet.

Pedi a reomp eta ar re n'o dije ket bet ar Feiz ha Breiz-se d'her rei d'eomp da c'houzout evit ma vez kaset d'ezo.

Skriva da : Morc'h Feiz ha Breiz, 7, Str. Lafayette, Landorme (Finistère)

■ ■ ■ ■

Hor sonj e oa kinnig d'eo'h eun niverenn Gouere-Eost par da hini Pask. N'omp ket deuet a benn d'hen ober. Evit eur wech all e vez, marteze gant ar niverenn e zeu. Gouzout a rit gant an diesteriou a vez breman, n'eo ket des seveni bon holl choantadou.



HOR

C'HALONOU

d'AN

NEC'H⁽¹⁾

E kreiz ar mor a dristidigez a gendalc'h
da veuzi hor c'halonou.

Tristidigez, graet gant an envor eus ar
re a zo bet kollet er brezel, ha ne vezint
mui gwelet, ha ne zistroint mui d'ar gêr.

Tristidigez, gant ar zonj eus ar brizo-
nerien geiz, a welomp o flasou, o chom
goulo, abaoe keit all a amzer.

Tristidigez, erfin gant kement a wai-
leuriou kouezet war hor bro.

E kreiz an dienez, ne ra nemet mont
war gresk, a-zeiz da zeiz, dienez eus an
traou a zo ar muia ezomm anezo da veva...

E kreiz an holl boaniou a stourm ou-
zomp hag a ra d'eomp kompreñ, gwel-
loc'h gwella bemdez, eo an douar-man
eun draonienn a zaérou, an Iliz, madele-
zusa mamm evidomp, an Iliz hor galv da
lida ganti gouel kaer Maria Hanter-eost :

« Chomit, emezi, a-sav war hoc'h ero,
lexit aze ho labourou tenn, ankouna-
c'haït, eur pennadig, ho skuisder, savit ho
taoulagad uheloc'h, betek ho k'wir vro,

(1) Gouellenet hon devoa ar pennad-skrid man evit gouel Maria Hanter-eost, met n'hon eus ket gel'et
embann an niverenn-man a benn an deiz-se. Daoust dase hol lennerien a rao eun degemer laouen da bennad
bourrus kenan hor c'henlabourer mat L. B.

Ar Werc'hez a weler uheloc'h en Itron-Varia an Drein, e Jostin (Bro-Wened), e vez graet he Fardon
bras d'an 8 a viz gwengolo.

Doriou af rouantelez eurtus-se a zo bet digoret d'an dud da c'houel kaer ar Yaou-Bask. En deiz-se, Hor Zalver benniget a zo aet ebarz da genta, dre e nerz hag e c'haloud e-unan. Aet eo da azeza war e dron a c'hloar, da ren' da viken war an Elez hag ar Zent met ives, evit kempenn eur plas, d'eomp-ni e vreudeur.

Morse ne vezo gellet diskleria a-walc'h an tenzoriou a joa hag a esperans, a laka ar gouel-se da bara dirak ar c'halonou kristen.

Ar gwir da veva e ti Hon Tad, da viken, a zo bet roet d'eomp neuze.

El lec'h m'eo pignet ar Breur hen, eno ives e tle en em gaout, eun deiz, ar breudeur yaouankoc'h..

Gouel Maria Hanter-eost, koulskoude, a zeu da startaat c'hoaz ar gwiriou, roet d'eomp gant gouel ar Yaou-Bask. En deiz-man, Hor Mamm eo a bign d'an nerv, nann mui dre he nerz he-unan, met douget gant an elez, harpet war divrec'h Jezuz, deuet d'he diambroug.

Mont a ra evit kemered perz e levezhez he Mab muia karet, evit azeza en e gichen, war he zron a rouanez, met ives, ha dreist-holl, evit beza eno hon hanterourez hag hon difennourez dirazan. Rak ma kuita an dous, bro an anken, n'eo ket kennebeut eget he Mab, evit ankouna c'haat ac'hanoimp eo, n'eo ket evit lion dilezel aman, evel emzivaded paour. Bez ez eo, er c'hontrol, evit beza galloudusoc'h da rei skoazell d'he bugale reuzeudik.

Evel gwechall Esther, en amzer goz, ne voe savet d'eur garg uhel nemet evit silvidigez he foibl, evelse ives, ar Werc'hez, hor mamm, n'eo bet savet ken uhel en nerv, nemet evit ma vije eno silvidigez ar bohl kristen.

Setu perak, Mari, e gwirionez, a zo hag a vez gloar an Iliz santed, levezhez ha joa ar gristenien, enor hor relijion. Ar vrud eus he galloud hag he madelez, a-dreuz ar c'hanvedou, ha n'he c'haver ket skignet e pep bro ?

Penaoz ne zeufemp ket da zesk ganti kadoù muioc'h a nerz kalon da zougen hor c'hoaziou, gant ar zonj hag an esperans eus ar madou ken prizius miret d'eomp en nerv.

Gouel Maria Hanter-eost a zigas sonj d'eomp bepred hor beus e kichen an Aotrou Doue, eur Rouanez c'haloudek, prest da rei skor d'eomp en hor poaniou. Met ouspenn, e teu da lavarout da bep hini a-c'hanomp, en deus eno, eur vamm dener ouz e c'hortoz, eur vamm hag hor galv, dalc'h mat, da vale war he roudou... Kurunidigez ar Werc'hez, er baradoz, a-zesk d'eomp dreist-holl priz ar vertuz ha priz ar boan dirak Doue.

Na pegen dishenvel eo sonjou Doue diouz sonjou an dud ! Lodenn Mari, war an dottar, ha n'eo ket bet, evel lodenn kalz a zo, al lodenn ziweza, al lodenn zistera ?

E misteriou he buhez ez eus bet meur a rozenn, bez ez eus bet koulskoude kalz muioc'h a zrein.

Perak fallgaloni dirak an trubuilhou ?

Ar vuhez hira a zo berr, ha Doue a zo just, Doue a zalc'h sonj eus pep tra : an-digoll, evel an hini roet d'ar Werc'hez a vez dispara.

Seul uheloc'h e fell da Zoue hor sevel, eun deiz, seul dourioc'h e lez kizel ar boana da zanka ennom. Eurus an eneou a oar, evel ar Werc'hez, trei o zell ouz koztez an nerv, ha gortoz ac'hano ar sikouriou o deus czomm rak :

« Trugarez an Hini a zo gallotidus a gouez a rumm da rumm war ar re o deus doujans evitan. »

O Mari, hor Mamm hag hor Rouanez, eus barr an nerv, eus kreiz ho kloar, en deiz kaer-man eus ho kouel, bexit truez ouzomp, ha deuit d'hor sikour. Grit eur zell a drugarez war ar re a zo en anken, war ar re o deus da stourm a-enep diaezamanchou ar vuhez, ha ne ehanont, en amzeriou-man, da staga o muzellou ouzkalir c'hotero ar boan. Unanit ar re e'tt em gare hag a zo bet dispartiet. Dalc'hit beo, en hor maeziou a Vreiz Izel, ar garantiez kristen etouez an dud. Pellait diouzomp an youf direiz da zaustum madou air douar, grit ma chomo ar c'halonou truezus ha kizidik dirak pep dienez.

« Bexit rouanez hon tiegeziou, fujlit dreizo c'houez vat ho vertuziou. C'houi eo Lilienn ar baradoz, grit ma vez klevet adarre, e pep ti, c'houez vat ho klaned.. Bexit an Hini a adsavo, a restaole d'eomp adarre an urz vat hag ar peoc'h, c'houi hag a zo hag a vez hor buhez, hon dudi hag hor fizians. »

L. B.



Eur zulvez, d'an endervez, — war-dro dibenn Miz gouere pe zerou Miz eost 1925, — eden em c'hambr-studi, pa glevis skei war an nor. Eur paotr yaouank seitek pe driwec'h vloazi ca, gwisket brao ha tres eun den a zoare war e zrentm. Eur studier eo, hep mar, a sonjis. Fazia a raen. N'em boe ket, avat, a amzer da brederiañ pellloc'h. Diouz tu hag hep klask troidell ebet d'e gomzou : « Karout a ran Breiz hag ar brezoneg, emezañ, ha deut oun d'ho kavout dre ma ouzon e karit Breiz, c'houi ives, hag hoc'h eus desket ar brezoneg. Me ho ped, Aotrou aluzener, plijet ganeoc'h kavout mat e teufen d'ho kwelout a-weschou, d'ar sul, avat, o vezan h'am eus ket a-walc'h a amzer vak da zont da Sant-Malo, war ar pemdez. »

Eilgeriañ a ris e vijen laouen-bras ouz e welcuit an alliesañ ar gwellañ. Neuze, evit ent em rei da anaout e krogas da gomz.

E Monforz e oa ganet en eun tiegez kristen met paour hag a oa kals a vugale c'hañ. Ar yaouankañ holl e oa. Dre-se e voe kaset da veser war ar maez, kerkeut ha ma voe graet e bask kentañ gantañ. Diwezatoe'h — n'ouzon da be var na penaos — e teuas da vovel e kelenndi-gouarnaman Sant-Brieg. Elio eur c'heleñner hag a oa eur Breizad a gare kalz Breiz hag he yez, Yvonig Picard en doe truez outañ, dre ma oa yaouankik c'hoaz ha pell diouz e dud. An aotrou-se a reas vad dezan hag evel m'en doa ar paotrig eur spred lemim-tre ha c'hoant da zesk, e teskas dezan ar skrivadurez, ar jedouriez, ar galleg ha, zoken, eur tammig brezoneg. Ouspenn-se hel lakaas da vezan eur Breizad penn-kil-ha-troad. Brao-tre e reas oc'h ober se, evel ma welimp. Goude maro e vadoberour, e kimijadas diouz Sant-Brieg hag e teuas da vovel da di eur mèdesin da Zinarz.

Abaor an emwel kentañ-mañ, Koustant, herneñ qa e ato-badeziant — a zéuas bep sul d'lam gwelout. Komz a ræmp eus Breiz, eus hec'h istor hag e pleustremp

war eur pennad pe zaou eus yezadur an aotrou Vallée. Eur blijadur e oa evidon o vezan ma oa digor e spred hag e oa douget d'ar studi.

Eur sulvez, war-dro dibenn Miz gwengo, e lavaras din e oa war-nez kimiadiñ diouz Dinarz da vont da Baris, da di eun aotrou pinvidik-mor ha mat, e veve eurustre ar mevlien en e di.

Betez neuze n'hor boa komzet nemet eus Breiz etrezo. N'ouien ket hag e oa douget Konstant d'ar relijion. Daoust da-se, e liviris dezañ, pa oa war e gimiad, e tle eur Breizad rik ha gwirion en emziouall diouz darempredi an dud fall hag e rois dezañ an ali da bedi santez Anna ha sent koz Breiz d'warezi. Rei a reas e c'her d'hen obor hag, ouspenn, da skriavan d'in an alicesañ ma c'heille.

Derc'hel a reas d'e c'her. Bep Miz e skriave d'in eul lizer hir ha dedenus. Difazi ha gant eun dro-pluenn aes e skriave ar galleg, ha se daoust dezañ bezañ dastumet e dammig deskadurez hep mont d'ar skol. En tu-hont da se, ne skriive nep gwech traou didalvez ; traou a-bouez ne lavaras ket.

N'hall ket eun den lavarout en eul lizer kement tra a vez war e spred. O welout pegen lemim oa spred Konstant, pegen uhel oa e venoziou, pegen douget e ca da heuliañ an alioù mat en doa bet diganin, e soñjen n'oa ket eur paotr graet da chom mœvel e-pad e vuhez. Kalz gwelloc'h e c'heille hag e ranke obor. Petra avat ? N'her gouien ket. C'hoant am boa, koulskoude, d'e welout, da gomz outañ, d'ober eur goulean bennak outañ war e zoare bevañ, evit e anavezout gwelloc'h ha bezañ gouest da lavarout dezan dre be hent, e tleñez mont. Pedi a Faen kaldoñek evitañ, hag evel en doa lavarat d'in e pede bemdez santez Anna ha Sent koz Breiz, hén alien a'gênderc'hel.

En unan eus e liziri (e triñz gouere 1928, a gav d'in) e lavare en dije pemzec dervez

vak e miz gwengolo da zont da welout e dud da Vonforz : « Ret eo skei war an tomm pa vez ruz an houarn », a lavarer. Raktal, e skrivas dezañ d'e bedi da zont da dremen eun devez bennak ganin da Sant-Malo, a-raok mont da Vonforz. C'hoant bras en devoa iveau, hen e-uhan da gomz ouzin diwar-benn e amzer-da-zont : hel lavarout a reas d'in diwezatoc'h. Hep koll amzer e tiskrivas din evit va zruga-rekaat hag evit lavarout e tigemere laouen ar bedenn da zont.

Pa zeuas d'am gwelout, en em anavezimp eun tammig gwelloc'h eget kent. Hen en devoa fizians ennon hag a oa douget da ober diouz ma lavaren d'ezan. Me ouie e oa eur paotr speredet-lemin, kalonek ha leun a youl vat.

E-pad an draou pe dri devez a dremenas ganin, e komzjomp eus Breiz, evel boaz met, dreist-holl, eus Doue hag eus e ene. Kement a draou a-bouez hon devoa da lavarout etrezomp !

Konstant a zanevillas din, dre ar munud, hell zarvoudou e vuhez hag a eilgerias didroidell d'an hell goulennou a raen dezañ evit e anavezout erva. Souezet bras e vezent o welout an den yaouank-se chomet start en e feiz ha glan e ene, hag heñ, koulskoude, bet lezet, ez-vihan, outañ-eunan, hep skoazzel ebet ha, diwezatoc'h, o vevañ, e-touez tud a bep seurt, mat ha fall, fall an darnviañ anezo ! E kement-se e welen splann Dorn Doue her c'hare, her blenie gant e c'hras hag her mire evit eun dra bennak a-bouez !

Da heul hon divizou e kemeras Konstant ar menoz da vevañ evel eur gwir kristen, hiviziken, ha da gendere'hel da studiañ. Kalz a draou en devoa c'hoant da zesk : ar galleg, an istor, ar brezoneg hag all ; met, iveau, ha da gentañ-holl, e greansou n'anaveze ket a-walc'h. Diwarbenn-se e tlein skrivañ d'euh den yaouank eus Paris, bet soudard e Sant-Brieg hag a anavezzen mat-tre : G. C.... An den yaouank-se, eur c'christen eus an dibab ha madelezus-meurbet, a voe pedet ganin da gavout eur beleg gredus a gelerhfe Konstant war ar relijion hag ar vuhez kristen.

E-pad an diwezañ abardaez a dremenas e Sant-Malo n'helli ket chom hep lavarout da Konstant : « Livir din, va faot, ha n'eo hag a oñen eus hu ket bet sonjet biskoaz moht da veleg ? » — « Her graet am eus, a-wechou, aotrou aluzeneñ, emezañ, met re ziwezat eo bremañ. Ouspenn, n'oun ket desket a-walc'h hag ankounac'hæt am eus bet an Aotrou Doue, pellik mat ! »

Ne liviris grik. Soñjal a raen, avat, e maledez Doue, er grasou puill a skuill en eneou glan, hag a youl vat. Hag e lavaren ennon va-unan : « Ha gwir eo-se ?... N'eo ket a dra sur ! Ne gredan ket e ve re ziwezat !... »

Eun diou pe deir sizun goude e zistro da Baris e skriva Konstant : « Bet oñen o welout an Aotrou G. C.... ha kaset oñen bet gantañ da di an aotrou beleg B.... Eun den dreist hag hegarat-meurbet eo hemañ. Lavaret en deus din e c'hellfen mont d'e we-

lout diou wech bep sizun. Evit gouel an Hollsent e rin d'ezan eur gofession eus va holl buhez. Bep sul ez an d'an oferenn ha bemdez e ran va fedennou diouz ar beure ha diouz an noz. Goude va fedennou e lennan eur bajdn bennak en unan eus al levriou en deus prestet d'in : an Aviel pe Skouer Jezuz-Krist, peurliesañ. Eun dizeñez chapeled, pè, zoken a-wechou, va chapeled hed-ha-hed a lavarar, a-raok mont da gousket. Eur blijadur vras eo evidon, bremañ, pedi an Itron Varia ha Santez Anna... »

Kenderc'hel a rae da skrivañ d'in, bep eil sizun d'an nebeutañ. Eus e ene, eus e lennaduriou e komze. Kemeret en devoa boaz d'ober ar gomunion bep sul. Eur ger bennak a-zivout e amzer-da-zont a laveren d'ezan bep gwech, em diskrivaduriou, hag e roen dezañ an ali da bedi start an Actrou Doue evit anavezout ar pez a blijfe d'ezan e welout oc'h ober.

En eul lizer kaset din e derou miz kerzu, e skriva ar c'homzou-mañ : « An aotrou beleg B.... en deus prestet d'in eul levr brao-tre : « Buhez Jezuz-Krist », skrivel gant an Tad Didon. Eun dudi eo evit d'ezan levr-se e teskan gantañ karout an Aotrou Doue. Hag e lavare ouz-penn-se ar geriou-mañ, arabat o ankounac'hæt : — bez 'e welimp perak — « Gouenn a ran digant an Aotrou Doue e vevañ kaset d'in eun Tad Didon d'am sklerijennhañ ha da rei da anaout d'in ar pez a rankan ober. »

Souezet e voen eun tammig o lenni ar frazenn-se. Souezetoc'h e voen, c'hoaz, diwezatoc'h !... »

D'ar mare-se, bep bloaz, ez aen da Baris, e miz genver, evit eun « Devez soudarded » a veze graet e Monmartr. En deizse, en em vode eno eur mil soudard, pe war-dro, deut eus a bep korn ar vro, gant o aluzenerion. Eus Breiz e teuent an niveusrus : Roazoh, Naoned, Sant-Brieg, Gwen-gamp, Dinan, Kemper, Brest, Sant-Malo hag all. Degouezout a raent e Paris, d'ar zadorn d'abardaez. Goude koan, en Ostaleri ar Galon Sakr, e veze roet eun ali bennak d'ar soudarded gant vñerien an « Devez ». Da c'houde, ez aenp da iliz ar Galon Zakr aazeuli (adori) ar Sakramant. Ar soudarded a bede, a garne, a gleve sarnionou berñ graet gant o aluzenerion, a yae da gofez hag a rae youc'hagou e giz ar re a vez graet e Lourd. D'ar zul, abred diouz ar beure, da bemp eur hanter, e veze eun oferenn lavaret gant unan eus an aluzenerion, hag ar soudarded a rae ar gomunion. Goude lein ez aent d'an iliz-dindan-zouar elec'h mia veze graet ur c'hech'h studi. Skridou-dezrevell, war desennou abostolorez ar soudarded a veze Jennet gant unan pe unan anezo hag e veze breutaet gant ar re all warno. Goude ar c'hech'h-studi e pignemp, adarre, d'an iliz d'an nec'h evit an oferenn-bred a veze kanet gant ar soudarded. Da greisteiz, ez aemp da « Ostaleri ar Galon Sakr » evit hor merenn. Eur weladenn verr ha dillo a veze graet diouz an abardaez, e kirri-

dre-dan, da ziskouez bravañ savaduriou Paris d'ar soudarded. Echuet a veze an « Devez » en unan eus ilizou Paris, en « Itron-Varia-ar-Maeziou » tost da Di-Hent Houarn Montparnasse, peurliesañ. Eñ, goude eur brezegenn gaht unan eus an aluzenerion, e veze graet eur prosesion gant ar soudarded, e diabarz an iliz, ha roet bennoz ar Sakramant, meulet ra vezo !

An 29 a viz genver a oa misket evit « Devez Soudarded Monmartr » 1927. Va menoz a oa mont, evel er bloaveziou all, gant eur soudard bennak.

Evelkent, ne ouien ket c'hoaz war be du trei diwar-benn Konstant hag e oa ret, koulskoude, diskouez dezañ an hent e tellefe mont drezañ. En unan eus va liziri e rois dezañ da anaout ar bech a oa war va spered : « N'eus mui lec'h da zaleañ pelloch ! » a lavaren. « D'an 29 a viz genver ez in da Baris gant eur bagad soudarded evit « Devez-soudarded Monmartr ». Degouezout a rainp d'ar sadorn 28 da c'houec'h eur diouz an noz, hag e kimia-dimp d'al lun 30 da nav eur diouz an noz. Gouennit digant ho mistri an aotre da zont ganeomp e-pad ma weladenno va soudarded ilizou, mirdiou ha savaduriou Paris gant an aotrou G. C.... Ah deiz-se, — ma vez youl Doue — e lavarin deoc'h rik petra a vo da ober : pe chom er bed, pe kregi gant ho studi evit mont da veleg ».

An deiñ-se, e skrivas da G. C.... d'e bedi da zont da Vontmartr ganeomp evit nozvez azeuladur a Sakramant.

Kalz a soudarded eus Sant-Malo a roas o anio evit mont da Baris, er bloaz-se. Ez ae mat-tre an traou. Kerseennou a zo, avat, a-wechou, evit an hini a ra war-dro ar soudarded. Eur c'bleñved-red eun anoue dadur a voe e-touez soudarded Sant-Malo e miz genver ha difenitet e voe dezho mont ermeaz eus ker, e-pad eur sizun bennak. N'hellen ket, eta, mont da Baris.

Kerkent, e skrivas da rakaozerien an « Devez soudarded », da G. C.... ha d'am soudarded koz a chom e Paris da rei da c'houzout d'ezo ne 'z ajen ket da Vontmartr d'an 29 a viz genver.

Hogen, tra souezhus n'hellan ket kompreñen ha ne gompreñin biken, moarvat, an-kouhac'hæt krenn a ris skrivañ da Konstant. Ne sonjis mui ennañ e-pad eiz pe zek devez, ha, koulskoude, e vijen aet da Baris evitan-e-unan !

D'an 28 a viz genver, da seiz eur diouz an abardaez, ez erruas Konstant e Monmartr. G. C.... a oa eno — « Ha n'eo ket erru, c'hoaz an Tad Havard eme Constant » — « Ne deuio ket. N'ouzout ket, eta, eo dalc'het e soudarded e kér en abeg d'an anouedadur ? » — « N'ouien ket. Perak 'ta, n'en deus ket skrivet din ? Ne gompreñai ket se.... Ezomm bras am eus d'e welout koulskoude ! » — « Chom aman, evelato. Pedi a ri gant ar soudarded hag e weli pegen brao eo eun « Devez Soudarded ».

Doaniet-holl, e chomas Konstant ha mat a reas.

E-pad an nozvez e pede gant ar soudared hag e sonje. D'ar youc'hadennou ec'h eilgerie, iveau.

Pa rae ar beleg ar youc'hadenn-mañ : « Aotrou ! roit deompl beleien, beleien vat ! »

En eur eilgeriañ e lavare en e galon : « O va Doue, karout a rit ho pugel hag ho pugel ho kar a greiz e galon. Ma fell d'eoc'h e vefen ho peleg, prest dn da senti Ouzoc'h. Met, n'ema ket amañ an hini a dlefe dont da rei din sklerijenn. N'ouzon dare petra ober. Roit din skoazell ! »

Antronoz, gude lein, pa en em vidas ar soudarded en iliz-dindan-zouar, Konstant a yeas d'o heul.

Enkrezet-holl, ec'h azezas, e-unan-penn, e-touez soudarded n'anaveze ket. Eun aluzener a oa eno, hep soudard ebet gantan, en devoe truez outañ hag a yeas da azezan en e gichen : « Teñval eo ho penn, eur bech a bennak a zo war ho spred, va migñon, emezañ. Lavarit din petra 'zo oc'h ober diaes deoc'h, ha ma c'hellan ho frealin, her grin a galon vat. »

« Aotrou beleg, a eilgerias Konstant, nec'h etoun en abeg d'am amzer-da-zont. N'ouzon ket mat petra a rankan ober : pe chom er bed, pe mont da veleg. An aotrou Havard, aluzener soudarded Sant-Malo, en devoe lavaret din e teufe, hizio, d'am sklerijenna ha n'emañ ket amañ... »

« Ma fell d'eoc'h, ha ma vez youl Doue, e c'hellin, marteze, hen ober en lec'h. »

« Laouen bras e vefen, aotrou beleg. Met, ma ve ho maledez, livir d'ñn hoc'h ano ? »

« An Tad Didon eo va ano. »

« An Tad Didon ? Ha me hag a c'houenne digant Doue degas din eun Tad Didon d'am lakaat war an hent mat.

War-lerc'h an diviz a voe etrezo, Konstant hag a wele splann e oa galvet a-berz Doue d'eur stad uheloc'h a vuhez, a lakaas en e benn en em rei holl dezañ.

Eur sizun bennak goude, ez ae da skoala Floren, er Beljik, da ober e studi.

Pa vœ aet da benn e studi gantañ, e kemeras eur miz diskui hag e teus d'am gwelout da Sant-Malo. Bez 'e oa e miz gwengolo 1929.

Da Sancte-Anna-Wened ez ejomp a-gevret evit trugarakaat Mamm-Goz Breiziz evit an hell grasou skuilhet war e ene gant Doue hag evit He fedi d'e warezi e pad e hell vuhez.


Goude ar perc'hiriñez-se, e kemeras Konstant gwiskamant sant Fransez hag an ano a vreur Yann Berkman a vœ roet dezañ.

Belegot eo bet e Paris d'an 29 a viz Mezeven ha lavaret en deus e oferenn gantañ e Monforz d'an 23 a viz gouere 1939.

Chalon HAVARD

Mar deo souezus eun dra pe dra em dañeyell, eo gwir, koulskoude, betek ar bihanañ munudou — An Tad Didon a gomzer anezan, amañ. N'eo ket aozar Buhez Jezuz-Krist, eun dominigad, hag a zo marvet, pell 'zo eo, met eun tad eus kompagnunez Jezuz, aluzener soudarded er Marok, er märese.

J. H.



El Levriou Sakr ez eus ano euz an harlu ; pobl Doue, evit he c'hastiza, a voe kaset d'an harlu da Vablon, 600 vloaz a-raok donedigez Hor Zalver hag ar skrivagner sakr a ro d'eomp da anaout e voe penn-abeg an harlu-se d'an harluidi d'en em staga muioch'mui ouz o Doue hag otiz o bro :

1. War les steriou Babilon, ec'h asemp hag e oueemp o sonjal e Sion.

2. Hag e lakemp hon telennou a-istribilh ouz ar gwez haleg.

3. Hag ar re o devoa hon degaset eno a t'houenne ouzomp kana d'ezo eur ganaouenn bennak hag e lavarent : kanit d'eomp unan pe unan eus kanaouennou. Sion.

4. Penaos, (emedomp) e c'hellfemp kana (d'eo'ch) kanaouennou an Aotrou. p'c'maomp war eun douar ha n'eo ket hon hini.

5. Ma t'euau d'az ankounañ'haat, o Jerusalem, ra deuy va dorn dehou da zisec'ha.

6. Ra deuy va zeod d'en em staga ouz va staon, ma kollan ar c'houn ac'hantout, ma paouesfes, o Jerusalem, da veza eienenn wella va levenez. (1)

Ni, ken etrezomp Breiziz, a zo eus eur ouenn diud hag a anavezas abred, iveau, lezennou kalet ar brezel hag an harlu.

Breman ez eus 1500 vloaz, hon tud koz a oa o chom e Breiz-Veur, eun enerzenn, eur berlezenn, eur vro chon ha pinvidik. Tec'hout a rankjont, sioutaz, a-raok ar Zaozon a zailhe warno gant an dir, en eun dorn, hag ar skod-tan' en dorn all ; treuzi a rejont ar mor ha ne zistrojont mui d'o bro goz ; eus an Arvorig, e lec'h ma oant diskennet e rejont eun eil Breiz.

(1) Psalm 136 : Super flumina Babylonis.

Pemp kant vloaz goude, e oa drastet o bro nevez gant an Normaned a zevas abati Landévennec, kalon Breiz, er bloaz 914 ; eleiz a Vretoned a dec'has en o raok wardu Bro-c'hall, o kas ganto relegou ar Zent ; tri bloaz war nugent e chomjont en harlu : er bloaz 937 hepken, o dug yaouank Alan al Louarn, en o fenn, harpet gant Yann, abad Landévennec, e teujont a-benn da rei lamm d'ar gouezidi ha da adgounit warnc o bro.

Er bloaz 1096, brezeliou ar groaz a reas da cleiz a Vretoned, en o fenn an Dug Alan Fergent, tec'het diouz o bro evit diframma bez Hor Zalver eus a dre daouarn an dud digristen ; pemp bloaz a lakejont da ober o zro en douar santel.

Ret e voe goudeze, evelato, en em gaout e bloavezioù kenta an triouec'hvet kantved a-barz gwelet ar Vretoned o ti-vroa adarre a-vagadou.

August Brizeug o komz eus an divroadeg-se, a voe penn-abeg da wazed Breiz da douza o bleo hir, a lavar, e gwerz Paotred Plomeur, savet gantan e mis ebreli 1839 :

Bez 'e voe eun amzer, eun amzer zu ha kris
An holl dud yaouank a roe malloz d'o yaouankiz.

A rummadou da Vro-C'hall, mont a raent bep bloaz.

Allaz ! ne sistrovent mui da Vreiz-Izel, biskoaz !

Nam ! e nep lec'h eus c. Vreiz, ne weled o vale.

Nemet ar re vac'hagnet, re goz ha bugale
Ne oa gour da labourat na da vleniañ
hel ;

Ar gworagez a ehanas, en divez, d'e'hennel

Napoleon oa ar roué, ar gwir bleiz a vresel
Hep truez d'ar mammou paour e skrapo
o bugel ;
Lavaret rer, er bed-all, emañ en eul lennad
Ema beteg e c'henou en eur poull leun a
wad !

Eleiz a Vretoned a jomas neuze seize vloaz hag ouspenn hep distrei d'o bro.

Kant vloaz, dres goude ma voe diskaret Napoleon koz, na pebez divroadeg all adarre, kanet gant ar barz Yann Ber C'haloc'h :

Nak en naontek kant pevarzekvet bloas goude ganedigez ar Christ er c'hraou,

'vel penn ar Paour, en eun taol, ouz prenestre ar Bediz diroll ganto ar chorollou ;

'vel an teir goms, war ar voger, e amser koan veur Balthazar ;

'vel cul loar a ganv hag a lorzh, dallet pep heol gant he splannder c'houez, auz dremweiou d'alvez ar Gatell Europ.

Dremm gwad ar Brezel.

Goulo eo tiez kuñv Keltia, met eun oaled bennak aman hag arhont, lazet an tan ennan pell a zo ;

Ne weler dirazo nemet maouezed paour o ouela ha bugale vihan oc'h ober sonjou, oc'h ober sonjou.

O ! va Doue pe vosenn a zo bet war ar vro-man ?

Kelt Alban Uhel pelec'h emaout ? Ha-te, Kelt Iwerzon, pelec'h emaout ?

Ha, te Kelt Kembre ? O Kelt Breiz, va gwad, e pelec'h emaout ?

Goullou int tiez kunv Keltia !

Pa zave heol an hanv war ar flangenn, ar wazed a zo aet kuit gant o c'hlazeier !

Ha tiez kunv Keltia a jomas gouullo pemb bloaz kouls lavaret.

Hag e lavared goude eun heyelep divroadeg hag eun heyelep dismantre ne vije brezel ebet ken ha ne oa ket a iugent vloaz mat a-walc'h e oa sinet ar peoc'h, e Versailh, ma kleved kleier, tan-gwall ar brezel o seni adarre !

Hag abaoe tiez kunv hor Breiz Vihan a zo gouullo, gouullo eus o gwazed kaera pri-zoniet, gouullo eus o faotred yaouank en o bleufi aet da rei an dourn d'an Alamaned da stourm ouz gouezidi ar reter ha ne jom, er vro da gas al labour en dro, nemet tud mac'hagnet, gwragez ha bugale.

Hag an divroadeg all-man, pet vloaz e pado ? N'eo ket aes her gouzout c'hoaz.

Af pez a ouezan, da vihana, eo e laika hon tudou da anaout gwelloch ha da

garet muioch'o Doue hag o Breiz ; se-tu ar pez a weler splann o lenn liziri ar re zivroet :

6-7-1942. C'est le 5 juillet qu'a eu lieu la fête projetée. Grand Messe, absoute pour les morts des groupements. Gala des provinces françaises. Le texte du sketch breton a été correctement exprimé.

Quant aux danses, elles ont été particulièrement réussies et enlevées avec brû et les applaudissements n'ont pas manqué. Vos livres sont arrivés juste à temps.

Un théâtre et une chapelle sont aménagés au camp ; pourtant je ne compte pas y passer dix ans !

F. LE DELIVRE, Adjudant Stamm Lager III A.

1-11-42.. J'ai lu cette semaine dans « l'Echo de Nancy », un compte-rendu de la fête régionaliste (1) du 11 octobre à Rennes. Je vous félicite et vous remercie de toute mon âme bretonne du dévouement que vous apportez pour notre cause.

Par ailleurs, je vous prie d'accepter que je vous adresse 25 marks (500 frs.) Laddessus deux abonnements à Olole. Veulez m'abonner pour toute la captivité à Olole et Feiz ha Breiz. Ma mère me les enverra. Et si vous trouvez quelque chose de spécial qui puisse intéresser un Breton exilé, avide de nouvelles, joignez-le également. Que Dieu vous bénisse ! Foi et Bretagne.

HERVE LE LAY, Stalag IV C.

15-5-43. Monsieur le Recteur. - Quand je songe à la Bretagne, je pense à vous. J'aimerais vous savoir en bonne santé. Vous devez avoir des nouvelles de Pierre Abjean, d'Yves Floch et de R. de Coat-goueden. Connaissez-vous le poète breton Boncours ? J'ai trouvé dans ses œuvres étranges de fort belles choses : La mort de sa grand mère.

Ne pouvant vous envoyer des dessins, je vous adresse quelques rimes.

Je garde un merveilleux souvenir de mon séjour à Scrignac et le pardon de Notre-Dame de Coatquéau reste gravé dans ma mémoire. Je vous adresse du fond du cœur mon plus respectueux souvenir.

OLIVIER LORIN, M. Stamm Lager X B.

(1) Gouel 40vet Renerez an A. an Es-tourbeillon e penn Keyredigez Broadel-Breiz.



Korollerien Stalag
XI. B. Fallingbostel, da c'houeliou
Pask 1943, (eus perz
Fransez Bleunven
66.500).

Hag ar barzoneg a zegase d'in da heul e gartenn a oa evit pedi hag aspedi ar Vretoned da virout o dilhad kaer giz Breiz.

Ar brezel 1914-18 a reas kals gaou ouz dilhad gwazed hor bro ; aoun ain eus na rafe ar brezel-all-mañ muioc'h c'hoaz ouz dilhad ar merc'hed.

War hor Breiz-Jzel eun avel foll a c'houez ha koefou ar merc'hed a jom ouz an dreuz ! siouaz ! siouaz !

D'an 22 a viz mae 1943, Guihou Derrien, Stalag III. A, a zegase 1400 lur da Renier Feiz ha Breiz. Ma tigouez d'ezan lenn an niverenn-mañ e kavo enni va gwella bennoz Douc. Ar prof kaer en deus degaset a ziskouez splann an youl en deus e veze skignet menoziou hor c'hefaouenn e kement lec'h ma 'z eus Bretoned barrek da lenn yez o zadou.

Dimanche 28 février 1943. Monsieur le Recteur. - Instituteur libre de la région dinannaise, je me suis toujours intéressé à mon pays et ai regretté de ne pas connaître sa langue. Je voudrais profiter de la captivité qui se prolonge pour combler ce vide. J'avais déjà entendu parler de vous avant la guerre et l'on m'a récemment au Stalag donné votre adresse. Je vous serais très reconnaissant si vous pouviez me faire parvenir une grammaire bretonne et de quoi commencer sérieusement l'étude du breton..

MICHEL DUVAL

Disul trizekvet a vezeven. Votre colis est là sur ma table. J'ai déjà traduit le plus ancien et le plus jeune numéro : ar c'hsa hag an nevesa ; en particulier un poème de Mab an Dig : O Ethiopia ! l'article sur mon compatriote : Ar Breur Ewan, baptisé dans la même église St-Etienne de Rennes que mon père. Le soir

en rentrant c'est mon premier travail. Rentré au pays, je n'oublierai pas Feiz ha Breiz. La Bretagne comptera un vrai fils de plus. Bras e vezò hor broig zister. Kenavo.

MICHEL DUVAL. M. Stammlager XI. B.

Lundi 19 octobre 1942. Aotrou Perrot, je vous remercie pour les Revues et livres expédiés à mon ami Diverès, qui m'ont rappelé le temps mémorable de Kerlaban. Yann Landévennec et Nicolazig. Ici au camp, nous avons créé une « Université Celtique » où nous étudions chaque samedi l'histoire et la géographie de Bretagne. Des cours de langue bretonne doivent commencer à partir du 1er novembre, dirigés par l'ami Louis Normand, séminariste de Guiclan. Pourriez-vous nous expédier ou faire expédier des brochures concernant le breton, grammaires, vocabulaires et revues ?

Eur mignon. F. BLEUVEN.

21 juin 1943. Je vous envoie une photo de la fête des Bretons au XI. B. Je sais que cela doit vous faire plaisir. Danseurs et danseuses ont eu un grand succès. A la Pentecôte nous eûmes un défilé des Provinces où la Bretagne fut très applaudie.

Pour la St Jean, nous devons donner encore deux danses et un chant breton : Gwir Vretoned. Les Serbes et les Polonois sont aussi de la partie. Le cercle breton est toujours bien suivi ; hier ce fut l'histoire de 1532 à 1789 ; étude très approfondie par un instituteur de Paimpol. Pierre Abjean a passé avec moi les fêtes de Pâques avant de repartir vers le X^e où il est affecté comme marin-pêcheur. Au plaisir de vous relire « e brezoneg ».

Merci pour les révues que vous m'avez envoyées : elles circulent dans les Kommandos.

F. BLEUVEN. M. Stammlager XI. B.

11 here 1942. Aotrou Perrot ker. Nous avons fondé ici le groupe des Bretons du Kommando ; je suis secrétaire général de ce groupe. Il est bon de se réunir de temps en temps pour parler un peu de notre chère Breiz, car loin de chez nous, notre souvenir est constamment en gér.

4 c'houevar 1943. Merci pour le colis et pour les Feiz ha Breiz. Nous avons monté une chorale. L'aumônier est un musicien accompli. Ne pourriez-vous pas me procurer « Les Deux Bretagnes » de Thielemans, arrangé par « Potr Treorre », Je l'ai perdu dans la débâcle en juin 40.

28 meure 1943. Nous avons subi un terrible bombardement le 5. Il n'y a pas eu de blessés mais notre camp a été entièrement détruit. J'ai tout perdu dans le terrible incendie. Ma musique, mes livres, mon saxo, tout a passé. J'avais fait mourir un saint Jean à votre intention. Il a péri aussi. Je suis comme Job sur la paille, mais toujours courageux.

YANNIG MOAL, M. Stammlager VI. J.

12 avril 1943. Réunis dans notre kommando à 90 Bretons, et désigné par mes camarades comme délégué, j'ai l'honneur de solliciter de votre haute bienveillance l'envoi selon vos possibilités de quelques livres, brochures concernant notre belle province.

Comme nous faisons une exposition des provinces françaises dans 6 semaines, je vous demanderai par la même occasion, toujours s'il vous est possible, des tableaux représentant différentes scènes bretonnes, pèlerinages, noces, labourage, des objets d'art en miniature, tels que rouet, lit clos, saints, calvaire, voûtier, biniou, etc.. Je suis peut-être trop exigeant mais nous ne voulons pas que notre Bretagne soit la plus mal représentée.

HERVE AUGUSTE. 65.188. Kommando 1366.

11-4-43. J'ai commencé l'étude du breton avec l'aide d'un camarade de Bézard. La terre sera donc déjà préparée..

MICHEL DUVAL, No 88.976. Kommando 929.

Essen, 30 juin 1943. Je suis heureux quand je reçois Feiz ha Breiz. Notre nouveau camp ne possède plus de théâtre. C'est bien triste, car c'était un passe-temps agréable. Il faut se contenter de lire ce qu'on trouve, car la bibliothèque aussi a vécu. La chorale recommence ses répétitions. J'ai fait mon possible pour faire connaître notre Pays par mes chants ; je voudrais faire mieux mais ce n'est pas facile. J'espérais être rentré pour le Bleun-Brug 1943, je vois avec tristesse s'écouler les mois sans qu'il y ait du nouveau dans la situation. Haut les coeurs quand même. Kenavo. Aotrou Perrot ker, d'eo'h a wir galon e korantez hor mamm garet Breiz.

YANNIG MOAL. M. Stammlager VI. J.

Al liziri-ze a zo skrivet e galleg, — An urz a zo d'hen ober ; n'eo ket m'o defe an Alamaned kas ouz ar brezoneg, met n'o deus ket a dud a-walc'h da lenn al liziri a gaser du-ze hag ar re a zegaser du-man, ma vefent skrivet holl en hor yez, — met daoust d'ezo da véza skrivet e galleg, e weler o tridal dindanno, dre garantez evit hor Feiz hag o Breiz, kalonou ar re o deus o skrivet.

Betek hen, eleiz eus hor c'henvroiz, siouas, a oa evel skourrou maro ; an neuz hepken o devoa da veza stag ouz o Feiz hag ouz o Breiz, met n'o devoa nemet an neuz ha ne zougent mui na bleuñ, na froucez.

N'int mui henvel ; eleiz anezo hag o devoa mez oc'h anzav o Feiz, er gér, a weler bremañ o vont da govez, da gominia, da heulia prosesion ar Zakramant, sounn o fenn ha lœuñ o c'halon ; re all hag o devoa mez oc'h anzav e oant Bretoned a zo lorc'h enno bremañ o komz brezoneg hag oc'h anzav ez int bugale da Vreiz Vihan.


Perak an dra-ze ? Prederia o deus graet ; studia o deus graet ; pedi o deus graet.

An harlu hag o oa eur wiñenn a gas-tiz etre daouarn Doue en deus o laket d'en em domma muioc'h mui ouz an traou e tiez en em domma outo : Doue hag ar Vro ; eur vuhez nevez a redas drezo hag eus skourrou sec'h ma oant int deuet da veza skourrou glas a zoug bleuñ hag a daolo frouez pa zistroint d'ar gér !

Eus an droug Doue en deus gouezet tenna ar vad, rak ne gastiz nemet evit gwellaat, rak-se 'ta, arabad d'ar re yaouank a rank c'hoaz kuitaat ar vro fallgaloni ; ra glevint kentoc'h kentel sur August Brizeug :

Tud yaouank, tud glac'haret da guitaat ar vro.
Kasit ganeoc'h, kasit an esperans atô ;
Skedi a ray war hoc'h hent, evel eur sterrenn gaer
Ha dirak ho taoulagad, pa zistrofod d'ar gêr.

Y. V. PERROT



GWERZ AR PRIZONIAD

war don : KER-IS

VII

« Kenavo d'it, Jannedig kaez,
D'ar brezel ez an, tra ziaes,
Met a-barz ma vo bleun en ed,
Eureujet hon daon e vimp bet ! »

VIII

« Kerz dinech'h ha gra pa ri tra !
Reuz ebet n'ant dalc'h a-zav ;
Pa badfe dek vloaz emezi,
Az kedij c'hoaz, da zimezi ! »

IX

Kana teir gwech'r goukouk h' deus graet
Ha bleun er harz teir gwech 'zo bet,
Met al lazerez hag ar reuz
D'an holl c'hoaz ne reont ket a euz.

X

« Peral ta Job, va mignon kaer,
E korn da lagad 'z eus eun daer,
Lavar d'in petra 'zo mérket
War al lizer ap pens lennet ?

XI

« Seder eo va mamm ha va zad,
An holl, en o serr, a zo mat,
Met, gant eul labous, er c'hoad all,
Em eus klevet cur c'hielou fall !

XII

« Flicuroch eget hibond an dour
E kane gant e vouez flour :
Fiziout er mere'hed a zo fall
Gant komzou flour emaint e brall !

XIII

« Enep he ger Janned zo act,
N'am eus mui plijadur ebet !
Kollet em eus va dousig koant
Mervel en harlu eo va choant ! »

TINTIN ANNA.


Strivadenno...



eun astal berr ha dao d'al labour adarre. Ar c'horf a bleg, ar vrec'h en em astenn, ar bis a hira, emañ ar fri hogozik ouz an douar, an dorn a grog el loa, emañ an trec'h gant Herve, lorc'h ennoñ (hervez mamm ha tad) da veza deuet a-henn eus e daol. Ha dao a-gleiz, ha dao a-zehou, nag eur blijadur, va Doue ! Ha dao ives, avat, war e benn. Sebezet e chom neuze, al loa drouk en e zorn, difiñv-kaer a-grenn ! Teñval eo an tal, n'eus ket da farsal bremañ, rak eun dra bennak 'zo en e gov !

Iur sell ous mammig, da c'houzout pertra soñjal diwar-benn an darvoud misterius-se. Hi a ouezo hep mar ? Mammig, avat, ne fell ket d'esi e veze he bapaig eur c'has gleb, nag eur plac'hig pitoull, o ouela evit eun netraig, o kemer aon rak pep tra ha buan a lavar d'hec'h aelig : « Se n'eo netra ! Se n'eo netra, netra ! » Eur vunutenn e chom-heñ etre daou benn e c'hoant da ouela, met mammig a vousc'hoarz, ret-mat eo neuze mousc'hoarzin ives. Ankounac'haet eo dija hag e krog en e lou-goad adarre !

KLOAREG KELTIA HA JENOVEFA.



Eman an trec'h gant Herveig !...

"EUR SIZUNIAD MARVAILHOU GWIR"

kontadennou à VRO-EIRE

savet e BREZONEG DIWAR TROIDIGEZ h. HUERRE

dastumet gant douglas hyde (AN CRAOIBHIN)

kontadenn ar
BEDERVET NOZVEZ : GWRAC'H KOZ HE C'HIZIER

Dont a reas Diarmuid er gambr vras sklerijennet-holl, hag an Itron a c'houler-nas outañ hag e tro edo da zeraoui e gortadenn. O veza ma lavare ya, hi a lakaas ouz he muzellou eur c'houitellig, hag a c'houezas enni. Kerkent e tisklozas an nor er voger a-gostez hag an hevelep tud a zcuas e-barz, evel m'oant boas. Azeza a rajent evel en nozveziou a-raok. Ha Diarmuid a zigoras hent d'e varvaill :

Bez 'e oa, bremañ 'z eus gwäll bell, eitr vaouez koz o veva etre an hini bras hag an hini bihan eus an daou venez Néifin. Den ebet ne dae da glask bod en he zi. A-viskoaz he devoa bevet en ti se, ken pell ha m'en em astenne éfivorennoù ar re goса eus ar gériadenn. War a lavare an dud, edo eno dija da yare Diarmid ha Grainne : diouz he gwelout, n'oa ket eur gaou kement se. Louedet oa, kriñet, daoubleget betek an douar. Morse ne dostaed ouz he zi : aon a oa razi. Lavaret e veze e oa anezi eur wrac'h koz penn-kil-hatroad. Daou ugent vloaz a oa a-benn neurze ma n'oa bet gwelet den o vont tre en he zi, pe o tont er-maez. Hi avat a c'helded da welout, bemdez a-hed ar bloaz, e harz dor he zi, eun toullad brao a gizier war he zro. Netra 'n holl n'he devoa a zanvez, nemet ar c'hzier se ; o veva en he serr, n'oa nemeto. Lakaat a rae an dud da veza klanv gant ar c'hoant-gouzout, ha peadra a c'houlenrou a veze graet diwar he fenn. Netra ebet ne c'hoantaed, kement hag anaout istor ar vaouez koz hag he c'huchenn gizier. Den ebet avat n'oa dizaoñ a-walc'h da glask kaoz outi.

Eun devez e oa eun toullad yaouankizou bodet evit c'hoari an horell. Bez 'e oa eno eul louad kaez hag a raed anezañ Pàidin a Blàca. Ar c'hz a oa gantañ foise-

ta hent e tro-war-droiou Magh Eo ha Gallway :

— « Deut mat out, kant gwech eñ unan, Pàidin, eme unan eus ar baotred. Hag eut dra bennak a ouezet a nevez ? »

— « Va Doue ! nann, emezañ, nemet ganeoc'h-c'houi her goufen. »

— « Kaoz a zo ganeomp eus ar wrac'h koz hag eus an toullad kizier a zo o chom aze war-laez etre an daou grec'h. Ma kredez toulla kaoz ganti, ez out eur gwaz hep e bar e Iwerzon. »

— « Mardouen ! ya, avat. Brao eo gañen ober ganti eur varvailhadenn ha laez rez eur pok diganti. Ya, hep mar ebet ; met rei a ranki d'in ar vaz-dotu, ma teuan endro. »

— « Hag e rin : klevet eo. »

Ha Pàidin en hent, a-vec'h klevet gan-tañ ar respont. N'en devoe ehan ebet, ken n'en devoe tizet betek ti an hini goz. Ha mont ebarz. Azezet oa ar vaouez en eur c'horn. Met kerkent ha m'e welas, e reas eul lamm hag e c'houennas outañ petra 'felle d'ezaf :

— « Goulenn eur pok diganez, mer-chig yaouank, eme Pàidin. »

— « Ma ne sachez prim da skasou ganez, emezi, az po eur pok a zalc'h ez kenoti blaz c'houero war e lerc'h a-hed da vuhez. »

— « A-berz an diaoul e vo, ma kilan a-raok m'am bo komzet ouzit, eme Pàidin. » Hag o laravout se, e tostae outi.

— « Kae war da giz, emezi pe anez ne vo nemedout o sacha an droug war da gein. »

— « Goustadig, va maouezig soñj 'ta : eur vaz-dotu eus an dibab am bezo, ma teuan a-benn da gaout diganez eur pokig, ha ma c'hellan marvailhat ganez. N'eus

ket er vio a-bez eur plac'h yaouank na rofe, argreiz kalon, eur pok da Bàidin a Blàca. Rak ar Vlacaed la zo eus ar ouenn wella ac'hann hag eus ar peurrest eus ar vio, ne otevez ket ? »

— « Piou en deus lakaet ez penn dont ebarz va zi ? »

— « Eur piaotr yaouank a nieuz vatkenañ, hag a zo a-hont o c'hoari an horell, ha d'ezaf eo ar vaz kaer a rank rei d'in »

— « Gwir, ma ne vijez ket eur penn brell, e pacien d'it an dle diwar da gefridi, emezi ». Hag hi lakaat he dorn e toull an tan ha tenna ac'hajo eur vellig. En eur he rei da Bàidin, e lavaras d'ezaf :

— « Ro houmañ d'ar paotr en deus prometez d'it ar vaz. »

— « N'am bo ket ar vaz, ma ne roez d'in eur pok, eme adarre Pàidin. »

— « Pokat a c'heliez da balvou va zreid ! Skarz ac'hann ! :

— « Bezet ar vosenn ganez ! Netra ne rafe d'in pokat d'it, emezañ. » Hag hef kuit.

Ar baotred, pa weljont Pàidin o tont, a redas d'e ziambroug, evit klevout kelou eus ar pez a oa c'hoarvezet.

— « Ha gwelet ach eus an hini goz ? a youc'hjont : »


— « Ac'hanta, chomit sioul, ma tibunim d'eoc'h va-unan va abadenn. Ar wrac'h am eus gwelet, ar c'hzier avat n'am eus ket. Va c'hredi a c'hellit, bez 'ez eo ar vaouez iskisa a oufed kavout. Eur vellig vrao he deus roet d'in, sellit outi ta. »

He diskouez a reas. Unan eus ar baotred a grogas enni, hag he moustras etre e vizied, da welout ha kalet oa. A-vec'h m'en devoa graet kement-se, e strinkas anezi eur vleudenn hag a zallas kement mab d'e vamm oa eno : holl e voent tizet,

nemet al louad kaez ! Setti i' ta dall gwitibunan, ha kunuderez hag hirvouderez ken a zaone ! N'oa na gwaz na maouez a dro-war-dro na zeredas a-zindan eun hanter-cur. Holl edont eno, ha gant ne-c'hamant e c'houennen peraos ar vari e oa bet dallet ken trum all ar baotred yaouank. P'o devoe gouezet petra oa ar penn a beg a se, e toujont lakaat an tan er vaouez koz hag en he c'hzier. Ambroug a rajont ar yaouankizou pep hini d'e gêt. Da c'houde ec'h en em vodjont holl, e kemerjont ferc'hier, bizier ha kolo e-leiz, ha yao etrezek ti an hini goz. Pa voent harp ennañ, e c'halvjont ar vaouez, hag e lavarjont d'ezaf e oa dao d'ezaf dont et-maez, pe anez edont o vont da lakaat an tan en ti. Ar gozenn en em ziskouezas dre al lomber (lucarne, e galleg), war lein an ti, hag a c'houennas petra 'felle d'ezaf :

— « Da laza, » a youc'hjont.

— « War zigarez m'am eus laket dail ar baotred yaouank ? Seurt abadenn ne vije ket c'hoarvezet ganto, ma n'o dije ket he gounezet. Perak o deus-i degaset eur paourkaez diskiant d'ober goap ac'harnoun, pa ne glasken netra diganto ? Ha bremañ, ma ne dit kuit d'an daoulamm, emiaoun o vont d'ho talla, ken ne c'hellot



ober kammed ébet, hep kaout eun ambrouger war ho tro. Met ma tistroit didrouz d'ar gér, e parein, a-benn eur sizun ar baotred eus o dallentez. »

Neuze en em lakajont holl d'en em alia kenetrezo, hag ar c'hoa eus ar waze a lavaras e oa c'hoaz ar gwella dà ober lezel ar vaouez didrubiul ac'hann ma vije aet ar sizun ebiou, da welout a-benn neuze hag ar wirionez a oa ganti. Degemer a rajont holl ali an ozac'h koz, ha distrei d'ar gér. Eur sizun goude, ar baotred a zeus ar gweled d'ezo adarre. Hag hep mar ébet n'en em lakajont mui, diwar neuze, da c'hoapaat ar vaouez koz.

Eun abardaivez, a-greiz m'edo an noz o tont, eun den, e ano Labhras O'Ruan-dhain, a oa o tistrei d'ar gér. Koll a reas e hent, ha pelec'h e tigouezas, nemet e ti ar wrac'h koz ! Ne gavas eno tra beo ébet hag hep gouzout d'ezan pelec'h edo, ez eas er gambr hag e c'hourvezas. Nebeut goude e kouskas. Morse ne ouezas pegc'h en devoa kousket. Da vihana, pa zihuras, e kleveas kaozi. Lakaat a reas e skouarn war evez, hag en eur harpa war eun ilin e kleveas unan bennak o lavarout :

— « Ac'hanta, setu ni holl bodet. Konstit d'in petra zo c'hoarvezef ganeoc'h abaoe m'emaoc'h o klask fred. » Labhras a lammais er-maez eus e wele hag a sellas dre eur faout en nor. Hag e welas neuze eun toullad bras a gizier dastur met dirak ar vaouez, war an douar. Unan eus ar c'hizier a stagas da gomz hag a lavaras :

— « Da genta oun bet e kastell roue Connaught hag em eus debret eno leiz va c'hof a grazadenou (tammou kig kraset). Eun tamm brao am eus laeret evidout : ez kambr emañ, rouanez. »

Ar c'haz all a lavaras :

— « E ti eun tieg oun-me bet, e-lec'h m'am eus evet laez livriz diouz va c'hoant, ken n'hellen chouka ken. Hag em eus laeret en eur foenneg eun oanig koant. Ez kambr emañ, rouanez. »

Eun trede a stagas evelhen :

— « Bet oun e maner eun dijentil eus Gallway hag eno am eus graet eur c'hoafad dienn. Bet a-walc'h d'in, eo bet falvezet ganeñ teurel va sao war eur galon-bemoc'h. Choant am boa da vont kuit war-eun dre eun toull er voger, ha padal e oa re striz an toull. En eur glask

tremien, em eus pilet ar c'hoantol diwar an daol. Evese e voe dihunet daouzen kousket war an douar. O c'hrabanou a daoljont warnoun, ha va c'houga a rajoant ouz eur wezenn, betek ma kavas d'ezo e oan maro. Neuze am zaoljont er foz. Diacs-kerañ eo bet d'in lakaat urz etouez va eskern. Distroet oun eta en eur ober kof gioc'h hag hep degas zoken eun draillhenn. »

Eur c'haz all en em lakaas da gomz :

— « O, sell outzin ta; va lost a zo act diouzin. E kastell roue Leinster oun bet. Laerez a ris eno eun eogig. Met mere'h ar roue am gwelas o flipa er-maez. Eun taol kontell a skoas ganeñ hag an hanter eus va lost a drouch'has diouzin. Me avat hen talvezas d'ez. Bez 'e oa, e simnal he c'hambr, dour-louzou o tomm. Ruza a ris betek, ha c'houzea warnañ. Ha bremañ emañ-hi en he gwele klapiv-bras. Ne vo netra da ober evit he farea, nemet pourchaset e ve d'ez ar blantennig a sav du-hont, e penn liorz Labhras O'Ruan-dhain. ha n'he devo ket ar c'heotenn se. »

— « Labhras O'Ruan-dhain ! eme eur c'haz all. Eno end-eun oun-me bet. E wreg he devoa miret d'ezan, pa zistrofe eun enez vrao. He laerez am eus graet, hag ez kambr emañ, rouanez. »

— « Pinvidik e vije al Labhras se, emezi, ma ouezfe ez eus euf podig leun a aour, dindan eur wezenñ en tu-hont d'ar feunteun a-drefiv e di. »

— « Ha pa ouezfe, eme eun all; ne dalvezfe da netra d'ezan. Daoust ha n'eo ket deut kaz ar Fir Bolg da ziwall an aour se ? (Ar Fir Bolg en Iwerzon a zo eur bobl estren, anavezet er mojennou evit beza d'ez galloudou-kuz o talvezout d'an droug.) Labhras ne c'hell e giz ébet steki e vizied ouz an aour. »

— « Met dec'h d'ar beure eo marvet ar c'haz-a-lec'h-all se, eme eun all. »

Edo eur c'haz all o vont c'hoaz da gomz, pa dintas eur c'hloc'hig. Neuze e lavaras ar wrac'h :

— « Setu m'emañ ar c'houlz d'eoc'h da vont da gousket. »

Labhras ne glaskas ket klevout hiroc'h, met en em sila a reas er-maez dre eun toull-prenest, ha d'ar red d'ar gér ken bur an ha ma c'helle e eskern p'adout outañ. E wreg a oa azezet e-kichen an tan'ouz e c'hortoz. Aon bras he devoa dija. De-

gemer-dreist a reas d'ezan ha goulenn a raes outañ petra a oa c'hoarvezet gantañ. »

— « Sailhet eo warnoun an deñvalijenn, emezañ, a-greiz m'edon o tont endro, ha faziet oun bet diwar va hent. Graet em eus, moarvat, eur c'houskig dindan eur vodenñ. »

— « Eun enez am boa lazet evidout, emezi. Ken brao all oa hi rostet ! Met eur c'haz, o tont eus ar maez a zo deut en ti hag en deus he laeret ! »

— « Mat ! marteze edo ar c'haz ezommekoc'h egedoum-me, a soñjas Labhras. Ne glaskin trabas ébet outañ diwar an abc'h se. »

Antronoz, kerkent ha goulou-deiz ; Labhras a yeas er-maez hag a gavas ar padadig aour, hep fazi el lec'h a oa bet diskuliet gant ar c'haz. Hag e ouezas hiviziken e oa gwir-bater kement o devoa laveret ar c'hizier. Kemer a reas er podig eun nebeud aour ha lakaat endro ar restad elec'h m'en devoa kroget ennañ. Neuze e reas eur sell hag e welas eur vleunienn vrás ha melen. Sevel a rae e traouig-traon al liorz :

— « N'edo ket ar vleunienn-se eno, dec'h d'ar beure, emezañ outañ e-urian. Hep mar ébet eo hounnez al louzouauenn diouz m'erc'h ar roue. Ma feuau a-benn d'he farea, e savin da binvidik-mor ! »

Kerkent ha debret gantañ eur begad, ez eas e kér, hag e prenas eur wiskamant dijentil. En em ficha a reas evel eur medesin. Neuze e lavaras kenavo d'e wreg. Kas a reas gantañ ar vleunienn vrás, ha yao etrezek roue Leinster. Degouezet er c'hastell, e kavas bodet eno medesined a holl gorniou-bro Iwerzon, met himi anezzo n'oa gouest da zegas gwellaenn e m'erc'h ar roue. Kellavar oant holl na daje ket betek penn an devez warlec'h. Ha koulskoude e kinnige ar roue eur sac'had aour da nep he farefe. Labhras a zeuss e kambr ar roue en eur lavarout :

— « Gotiest oun da barea da verc'h war an taol, ma roez d'in an autre. »

— « An autre a roan d'it, eme ar roue met ma rez droug d'ez, her paei gant da vuhez. »

Mont a reas neuze e kambr m'erc'h ar roue ha lavarout d'ez e teue d'he farea. Lakaat a reas d'ez en he génon eun tam'

eus ar vleunienn vrás, en eur lavarout d'ez e chaokat hag e lonka. Se a reas, ha kerkent e voe war sav, ken yac'h ha p'edo diagent en he yac'h. Laouen metur oa ar roue. Kinnig a reas da Labhras ar sa c'had aour ha rei d'ezan kezeg ha karrbeiji da zistrei d'ar gér. An amezeien, pa weljont Labhras hag e garr, gant daou varc'h outañ, a voe scbezett-holl.

— « Alies, emezañ, hoc'h eus va goapaet, pa lavaren d'coc'h e tegase al louzeier nerz ha yec'hed war o lerc'h. Gwec'h ha pareet am eus merc'h ar roue : medesin all ebet n'oa gouest da zegas gwellaenn enni, ha me am eus he fareet gant eul louzaouenn dastumet em liotz vanunan, hag am eus bet digant ar roue ar sac'had aour, ar c'harr hag ar c'hezeg. »

Prena a reas Labhras eun dachennad vrao a zouar. Eun ti kaer a savas elec'h ma vevaz en e aez hag eurus. Ugent vloaz a vevaz c'hoaz goude sevel da binvidik. Pa varvas, e lezas e wreg hag e gerent en o aez.

D'ar pardaez a-raok e varo e tibunas an danevall se d'e amezeien, ha ganto eo en devoa va zad-koz he c'hlivet. En deiz se zoken ma voe beziet Labhras O'Ruan-dhain, an douar a frailhas, hag a lonkas ti ar vaouez koz. Da gredi eo edo ebarz an ti, hi hag he c'hlizier, pa voe an ti lonket evese. Rak diwar an deiz se den n'he gwelas, nag hi nag he c'hlizier. Met abaoe an amzer se (hag hizio c'hoaz) e weler, etre an daou venez Néfin, toull-kurun « ti gwrac'h ar c'hlizier. »

Mar deo da ganeoc'h, em eus aozet eur marvaillh all, a gontin d'eoc'h war c'hoaz.


Ha kerkent e voe an daouzek gwaz en o sav, an daouzek maouez a reas kement all.

— « Sed aze eun dudius a gontadenn, » emezo.

Digeri a reas an nor er voger argostez, hag an holl er-maez. An itron a lavaras kenavo d'ez, hag a yeas kuit d'he zro. Neuze e tetuas ar porzier. Diarmuid en devoe koan fotinus, hag a yeas da c'houde da gousket.

M. KERFROUDENN

Paotred yaouank va c'hamaladed



« An den, eme eur skrivagner gall, ne c'hell ket beva hep bara, ne c'hell ken-nebeut beva hep bro. » Gwir eo, karantez evit ar vro a zo bet lakaet doum en hor c'hreiz, gwaziennet eo start en hor c'halon. Hag ouspenn-se eun dever eo evi-domp he mirout ha zoken he lakaat da greski muioc'h c'hoaz. Met perak ha penaos e tleomp-ni karout hor bro ? Setu ar pez a fell d'in displega e berr-gomzou.

Ar c'horn-douar el lec'h ma 'z omp ganet, el lec'h hon eus dija tremenet hor bugaleaj hag eul lodenn eus hor yaouankiz, eo iveauz ar vro m'o deus bevet enni hon tud koz. Ar re-ze o deus graet d'ezi he c'horf hag hec'h ene, da lavarout eo he douar hag he doareou beva. Rak poaniet o deus evit difonta ar c'hoajou, evit kempenn ha stuya ar parkeier. Pep tamm douar, kouls lavarout a zo bet glebiet gant o c'houezenn. A-hed ar c'hantvejou, eus an eil rummad tud d'egile o deus degaset d'eomp ar pez a ra dreist-holl tal-voudegez hor Bro, da lavarout eo ar gi-ziou mat, ar feiz kristen hag hor yez, ar brezoneg. Arabat d'eomp teurel disme-gans war an traou-se ; er c'hontrol, eun dever a anaouidegez vat eo evidomp o c'harout. Lec'h hon eus da veza fier anezo ha fier eus hor bro.

Evit an dra-ze eo ret hec'h anveout. Anveout da genta hor parrez. Pegement a dud en hon touez o deus war ar poent-se daoulagad da welout ha ne welont ket.

An diavaezidi hag a dremene bep hanvatarok ar brezel en hor parreziou a ouie gwelloc'h eget kalz ac'hanomp ar pez a ra kaerder pep korn-douar : dremm du-dits e veneziou hag e draoniennou, e chapeiliou kuzet ken brao dindan ar gwez ha pegement a draou all ! dreist-holl kroaziou hon henchou, hon ilizou gant o zouriou dantelezet, hor c'halvariou brudet... hag a jomo epad hir amzer c'hoaz eun testeni beo eus feiz bitvidik hon Tadou.

Hag ar feiz-se, ar relijion-se a lavar d'eomp en em garout an cil egile. Sklaer eo, ret eo karout araok pep den' ar re a zo an tosta d'eomp : da genta hor familh ha gouide tud hag a zarempredomp alien-soc'h, tud an hevelep parrez. Ar barrez, ar gomin a dle beza evidomp eun dra beo. He fenn a zo er maer-di hag he c'halon e kalon pep-hini ac'hanomp o tridal gant an hevelep levepez pe gwasket gant an hevelep anken o welout kement eus hon amezeien, eus hor c'henvroiz dalc'het en harlu. Ret eo d'eomp eta renta servich an cil d'egile. Kaout dotijanis evit ar re a zo karget d'hor ren. Diwallomp da gaout re a abeg enno. O labour hag o flas n'int ket da veza aviet en devez hirio.

Uheloc'h eget ar barrez eman ar Vreiz. Ha pehini eo hor Bro, paotred yaouankiz nemet hor Breiz mitia-karet. Lod o deus mez eus o anio a Vreizad ; graet ez eus bet kement a c'hoap eus hor Breiz ! Lavar et eus bet zoken ne oa nemet eun

tamm bro baour, mat hepken da zougen brug ha lann. E gwirionez n'eo ket gwall vrás, c'houezek gwech bihanoc'h eget ar Frans. Koulskoude ar vro vihan baour-se a ro da houman :

- 85 % eus hec'h avalou-douar da hada,
- 45 — eus he c'haol,
- 36 — eus hec'h avalou,
- 8 — eus he gwiniz,
- 15 — eus hec'h avalou-douar da zibri,
- 46 — eus he fiz-bihan,
- 56 — eus hec'h ed-du.

Hon departamant-ni eo an trede, e Frans, evit al loened-korn, ar Morbihan ar pevare ; al Loar-izella ar c'henta evit an niver eus ar moc'h kaset e diavaez-bro. Ha Penn-ar-bed c'hoaz a zo ar c'henta evit niver ha talvoudegez e gezeg.

Pinvidik eus madou an douar, Breiz a zo pinvidikoc'h c'hoaz en he zud. N'eo ket enni en deus ar maro an trech war ar beo. Tud kalonek he deus douget a-viskoaz : er brezel-man adarre ar Vretoned a zo bet kavet ar gonda da vont dirak an tan d'ar Belzik. Evit pevar brizonier he deus Bro-Francs unan a zo Bretton. Hervez ar pez a anzavas eur jeneral bras, ar Vretoned a voe ar gwella soudardet etouez ar re a stourme evit Bro-c'hall. Ha koulskoude pegement a zismegans taolet war hor Bro, war hor gizou ha war hon doareou-beva !

Eur vro diwarlerc'h, « un pays arriéré » evel ma lavare ar C'hallaoud. Daoust hag abalamour m'oar Frans eur vro diwar-araok eo ez eo bet kouezet ken izel :

Met ni, dalc'homp d'hor gizou mat, heuliomp hor pardoniou, re hor chapeiliou bihan evel hor pelerinachou brudet. Pa vo tremenet an amzer a distridigezman, c'houezomp adarre tantajou gouel Yann, c'hoariomp evel ma 'z eus bet graet gwechall war hor maeziou. Ha pa varv eur c'henvroad bennak ra vez la-varet ar grasou epad an noz-veih. Ar gi-

ziou-se hag ar re he deus pep patrez a zo eul lodenn eus ene ar vro.

Ar feiz kristen a zo eul lodenn all, al lodenn talvoudusa anez ; hounnez a zo bet a viskoaz feiz hor bro. Digaset ha skignet etouez hor c'hentadou gant ar Zent koz he deus en em viret e Breiz abaoe ar pempet kantved. Krenv eo c'hoaz hirio peogwir e-touez bugale Vreiz eo eman ar stanika ar visionerien hag er bloaz tremen net eskopti Kemper e-unan en devoa roet ouspenn eur milion hanter evit Breuriez ar Feiz.

Goude ar Feiz, ar yez eo ar brasa tenzor hon eus resevet digant hon tadou. D'ar brezoneg ive ez eus bet graet brezel n'eo ket hepken a-berz Bro-c'hall met ive gant ar Vretoned o-unan. Kalz ac'hannomp n'o deus ket klevet an distera komz brezonek o kouenza diwar mutzellou hor mistri-skol. Kerent diskiant a zo ha nezeskont nemet galleg d'o bugale. « E gizze, emezo, e vez desketoc'h » Pebez fazi ! Desketoc'h marteze war eur yez estren, a ziavaez-bro ; met an hini a ouese mat n'eo pe zek yez, ma ne oar ket yez e vro, hennez n'eo nemet cun azen. Petra lavarfech c'houi ma 'en em lakafe ar Fransizien da zeski yez o gwaskerien ha da lezel o hini ? c'houi a lavarfe o deus c'hoant da beurlaza o bro. Ha koulskoude eun niver bras a Vretoned a ra eveldo. Gwella 'ze mar deman an traou o vont da jench. Desket e vez breman brezoneg er skoliou ha morse ne 'z eus bet skrivet kement e brezoneg. Konizomp eta brezonieg atao hag e pep lec'h. Lennomp kazeteniou ha levriou brezonek, kanomp gwerzioù brezonek alies kaeroc'h eget ar re c'hallek. Hag evelse e tiskouezimp sklaer hor c'harantez evit hor Bro.

PER DOUERIN, Plogoneg.


(Prezegenn graet e Ti Mamm-Doue Kerfeunteun, da Bardon Ykamiz, d'an 31 Mae 1943.)

Brezoneg = Galleg fall ?

« Sainte Anne, c'est la "Mam-goz" de la Bretagne »

EN BON FRANÇAIS cela veut dire qu'elle est la grand'Mère des Bretons.

(Toute ta Vie 12 - 8 - 43)



Iliz San-Lorenzo (St Lorans) Rom araok... ha goude bombezadeg ar c'hirri-nij amerikan:

DARVOUDOU GOUEZ AR BREZEL

Iliz veur Cologn a zo bet bombezennet ha graet kals gaou outi en unan eus deiziou diweza mizeven ; kaera iliz a oa en Alamagn oa hounnez.

Staget e oad bet d'he sevel breman ez eus dres 700 vloaz, er bloaz 1243, ha n'ee bet peurzavet nemet er bloaz 1880 ; 135 metr a hirder he devoa ha 61 metr a ledanner ; an doenin a oa dibradet 61 metr diouz an douar hag an touriou o devoa 160 metr.

Eur vez eo gwelet tud o vont d'en em gerer ouz traou ker kaer all.

D'an 22 a viz gouez, Rom iveau a zo bet bombezennet d'he zro ; 719 den a zo bet lazet ; 1599 den gloazet ; iliz sant Lorana, unan eus sez iliz kaera kér-benn ar gristenien, diskaret.

Ha setu ma voe gwelet etouez an dismantrou hag an dud gla'haret ha lazet eun den gwisket e gwenn : Pius XII... « Ar 80 munutenn a dremen a Tad santez ar Pab o pedi etre dismantrou iliz san-Lorenzo, a zo unan eus euriou fromusa istor ar Bed », eme eur gelaouen eus Budapest...

D'an 13 a viz ecst diweza, Ker santez ar Gristeniez a zo bet bombezennet a nevez... Ar Pab a guiteas c'hoaz ar Vatikán evit gwelet an droug graet ha frealzi ar re

wasket !

« En em gavot war al lec'hioù bombezet, eme an Osservatore Romano, ar Pab, ken stank e oa an dud, en devoa bech' o tiskenn eus e garr. War e zremm a oa disliv e ruihle daelou... Komzou karantzesus hag a nerz-kalon a roas d'an dud, ha daoulinet e kreiz an dismantrou e pedas evit ar re varo... »

Pa zigoras e zivrec'h evit rei e vennoz d'ar re veo ha d'ar re varo, e weled, war e soutanenn wenn, cur saotradur bras gell : gwad ar re ch'laizet e oa... Pa vennigas ar mor a dud a oa en dro d'ezan ne gleved nemet gouelvan... »

Rom bombezennet ! Bandennou Attila a oa chomet a zav dirak mogeriou Rom. Rom a ca bet doujet zoken gant den-se Icsanvet en e amzer « Korventenn Doue ». Hag hirio, petra weler ?

Gouarnamant an Itali a zo o paouez disklaria Rom Ker diger, da lavaret eo ne vez enni netra ebet a zivout ar brezel. En hent-se, hervez gwir etrevroadel ar brezel, n'eus digarez ebet ken d'he skei !

Rak distrujadeg, Rom a zo eun torfed a enc'h ar relijon hag ar sevenadurez kristen...



An Tad santez ar Pab, hep lid, etouez an dud, war lec'hioù bombezennet Rom

AN NEIZIAD LABOUSED BIHAN

Saig, Lommig ha Kouig

Saig. — Selaou ta Lommig, deus buan ta, me m'eus eun dra vrao da lavaret d'it, eun dra a ray plijadur d'it.

Lommig. — Petra zo a nevez ganit ta Saig ?

Saig. — Me m'eus kavet eun neiziad laboused bihan !

Lommig. — O ! Ken abred all, Saig, n'emaomp ket e poent an neiziou c'hoaz, n'eo ket echu a-walc'h ar goany !

Saig. — Met pa lavaran d'it, eo gwir, ha bras eo zoken al laboused bihan...

Lommig. — Han ! Peseurt labous eo hennez ta, neuze, en deus graet dija e neiz ?

Saig. — Peus nemet divin, Lommig, te zo eur paotr fin, pa garez !

Lommig. — Ar rouzardig !

Saig. — Neket !

Lommig. — Ar melenig neuze !

Saig. — Neket iveau !

Lommig. — Ar pintig, kazi sur, hennez a ra abred e neiz !

Saig. — Brasoc'h eget ar pintig eo !

Lommig. — Ar big, marteze !

Saig. — Pig da unan ! N'eo ket eun neiz pig eo kennebeut.

Lommig. — Peseurt plunv o deus ta ar re vihan ?

Saig. — Seurt ebet !

Lommig. — Te lavare koulkoudé oant bras dija !

Saig. — Ya, brazik int ar re vihan, ha lavaret a ran ouspenn n'o deus na plunv, na marblunv.

Lommig. — Selaou Saig, ha gwelet az peus ar re goz ?

Saig. — O ! Ya, meur a wech...

Lommig. — Ac'hanta ! Hag ar re se psseurt liou en deus o flunv ?

Saig. — Liou ebet, na du, na gwenn, na meleni !

Lommig. — A ! gourzout a ran breman, an askel groc'h en eo !

Saig. — O n'eo ket, n'o deus ket a neizaskell kennebeut.

Lommig. — Koz tammoù Saig, te zo o kounta krakou d'in ! Ne ouezan ket petra p'eus c'hoant da lavaret... eul labous ha n'en deus na plunv, na marblunv, na

diouaskell, piou en deus gwelet biskoaz kement all ?

Saig. — Re wir eo, koulkoudé, Lommig.

Lommig. — Met neuze penaos e c'hel-lont-i njal, ha petra zo en-dro d'ezo ?

Saig. — Petra zo en-dro d'ezo, met dilhad iveau !

Lommig. — Kea kuit diouzin, Saig, o liva gevier n'emaout ken !

Saig. — Deus ganen hag e welie.

Lommig. — A, n'ez an ket warlerch eur par gaouiad eveldout-te.

Saig. — Asa, Lommig, n'ez ez ket da facha evelse, me wel Kouig, an ti all o tont warzu aman. Hep a la, Kouig, deus aman ta buan (Kouig a deu). Peus ket gwelet te, e kichen Penn ar Vern, labous sed hep plunv, na diouaskell ?

Kouig. — Met kaozeal a ran outo bemdez !

Lommig. — Setu aman eur c'hlapezenn all, a gav d'ezan, e toare, e oar al laboused kaozeal !

Kouig. — O ! selaou ta, Lommig, ouspenn kaozeal a reont, kana, sutal, c'hoari a reont iveau, me a zo bet ganto o c'hoari meur a wech.

Lommig. — Setu aze laboused drol a vat neuze !

Kouig. — N'anavezez ket Perig Labous, Janig Labous, Paolig Labous ?

Lommig. — Eo, gâ !

Kouig. — N'anavezez ket o zad, a vez grael at Labous koz anezan ?

Lommig. — Eo !

Kouig. — Ne ouezez ket e pelec'h eman mamm Perig, Janig ha Paolig o thom ?

Lommig. — E Penn ar Vern !

Kouig. — Ac'hanta gant ar bat, vez ranket planta ennot ! Peus ket divinet c'hoaz ?

Lommig. — Nann vat !

Kouig. — Panedenn, ma z'out, Penn ar Vern eo an neiz, al laboused koz eo tad ha mamm Perig, Janig ha Paolig, hag al laboused bihan eo Perig, Janig ha Paolig o unan. Breman e komprenez ?

Lommig. — Ha, ha, ha ! Mérjined !

Choui p'eus gouezet paka brôh ac'houn-me, avat. Ya, ya, gouzout a rin breman e pelec'h eman ho neiziad laboused bihan...

Ar marvalher koz

KELEIER AR MIZ

STROLLAD KUZULIA BREIZ

Izili Strollad Kuzulia Breiz a zo bet pe-det d'en em voda, evit ar berd'evet gwech, nann e Roazon, evel er gwechou all, met e kastell Dukez Rohan, e Joslin, d'ar 15 a viz gouere diweza.

An A. Quenette, prefed meur a oa e penn ar vodadeg, evit ar Wech diweza, siouaz rak anvet eo da brefed meur e Dijon. An A. de l'Estourbeillon, dean izili ar strollad, hen trugarekeas eus ar vad en devoa graet

da Vreiz, epad an nebeud amzer ma ba bet e Roazon hag a lavaras ar c'heuz o devoa d'ezan holl izili ar strollad o kimiada diouzan.

Goude ar vodadeg-se ar strollad a yeas da Dalpont (Taupont), eur barrez e vez vas enni sant Gouel'h, eur pennad, da welet skol-hanv Brizeug savet eno e Ker-goyat evit ar vistri hag ar mestrezed-skol n'int ket barrek a-walc'h c'hoaz da ober skol vrezonek d'o bugale.

PAROLES DE BREIZH PAR LE GOUVERNEMENT

PARDON SANTEZ ANNA EN NAONED

En Naoned ez eus kalz brezonegerien deuet eus eskoptiou Kemper pe Wened. Savet o deus du-ze eun unvaniez hag a ra kalz yad : Ti Santez Anna. Bep bloaz — abaoe daou vloaz ' zo — e lidont war an ton bras pardon Santez Anna. Er bloaz man adarre, d'ar 25 a viz gouere eo bet kaer an traou ; An aotrou 'n Eskob Villepelet, eskob 'n Naoned a oa o ren ar pardon ; eun eskob all an aotrou Savin, eskob misioner, ginidik eus an Naoned ; aotrou Maer an Naoned gant daou eus e eil-vae-red, boleien eus kér. An Tad Dorval, 'zo duze tañ ar vrezonegerien, eo en deus renket peb tra, du-ze, sikouret gant Bretoned a galon evel an Ao. Rousseau medisin, an Ao. Gab ar Moal, Ievrier, an Ao. Larvor, an Ao. Guilcher, an dimezell Riou... an Ao. Favé, eus eskopti Kerper a reas ar brezenn e brezoneg gant eur gerig e galleg ; kantikou brezonek a voe kanet. Ouspenn 10.000 a dud a oa deuet d'ar pardon. Meuliedti da Vrezonegerien an Naoned.

PREFED MEUR NEVEZ BREIZ

Prefed meur nevez Roazon, warlerc'h an A. Quenette, eo an A. Dupard, prefed an Naoned. Ganet eo bet e Genelard, er Bourgogn, d'ar 4 a viz kerzu 1890 ; bloaz eo bet is-prefed e Kastellin ha tri bloaz a oa edo prefed en Naoned.

Pa grogas en e garg uhel, e Roazon, d'an 3 a viz eost diweza e lavaras d'ar Vretoned : « Karout a rit ho frankizou, « dre ma roont tro d'ho tenzoriou-spered ha « d'ho madou korf da vont war gresk ; « mat, ober a rin ar pez a vo en em gal- « loud evit ma vezint restaolet d'eoc'h « war o hed ! »

« Va brasa youl eo gwelout ho rann-vro « o tont da gaout muioc'h a vuhez hag a « beadra eget n'he deus bet biskoaz a-hed « ar c'hantvejou. Fiziout a c'hellit en-noun ! »

KENTA KENDALC'H KENVREURIEZ AR BREZONEG

(Landerne, 1 - 2 Gwengolo 1943)

Bloaz a zo eo ganet KENVREURIEZ AR BREZONEG. Goulenet ez euz bet diganeomp rei tro d'an holl veleien da anaout gwelloc'h menoziou, labouriou ha mennadou ar Genvreuriez ; rei tro iveau d'ar re o deus c'hoant labourat war an dachenn-se d'en em welout, da studia asambles. Setu perak e vo kendalc'h e Landerne, renet gant an Ao. Joncour, Vilkel Vras eskopti Kemper ha Leon.

Digeri a ray d'an deiz kenta a viz gwengole da 14 eur. Echui a Fay antronoz, 2 a viz gwengolo wardro 15 eur.

An holl veleien ha kloareged a zo pedet da gemerout perz er c'hdalc'h.

ROLL AR STUDIADENNOU

I. — AN EMBANNADURIOU.
Feiz ha Breiz (an Ao. Perrot)
Ar vuhez kristen (an Tad Eujen)
Studi hag ober (an Ao. ar Floc'h)
Ololé (an Ao. Chalon Aubert)

II — AL LABOUR EVIT AR BREZONNEG. Perak eo mall labourat evit ar brezoneg ; - petra a zo bet graet ; - pe seurt skoilhou a zo bet kavet ; - petra a zo son da ober :

a) E ESKOPTI KEMPER : ar gudenn displeget dre-vras (an Ao. Falch'hun).

Er Chioerdi bras (an Ao. ar Ster)

Er skolion (an Ao. ar Ster)
war dachenn an Obererez katolik (an Ao. Fave)

war dachenn ar Parreziou : katekiz, prezegerez, etc... (an Ao. Guivarc'h)

b) E ESKOPTI GWENED. Penaos eman kont ? (an Ao. Coetmeur, pe Mary, pe Marouille)

c) E ESKOPTI SANT-BRIEG. Penaos eman kont ? (an Ao. Bourdelles pe Leclerc)

III — AR BELEG E BREIZ HAG AR BREZONEG. Petra lavar d'eoamp an Doueoniez war ar poent-se : menoziou-diazez ar studiadenn, dever ar beleg war dachenn ar yez (an Ao. P. Y. Nedelec).

IV — KEMENNADURIOU A BEP SEURT.

ar Framm Keltiek, Unvaniez ar Skriva-gnerien (an Ao. ar Floc'h)

ar Bleun-Brug (an Ao. Perrot)

Suivez ar Brezoneg (an Ao. Guillermou)

Strollad Kuzulia Breiz (an Ao. Perrot)
Breuriez Sant Hervé (an Ao. Chalonni Calvez) Etc...

Renerien
Kenvreuriez ar Brezoneg

AR BLEUN-BRUG

Kendalc'h ar Bleun-Brug hag a zo bet ano d'hen ober e Montroulez ha, goudeze, pa voe bombezennet ar gér-man, e Scaer d'an 12 a viz gwengolo, da genver sezugentvet bloaz ginivelez ar barz Brizeug, ne vez ket graet, siouaz !

Ra kendalc'h izili hor c'hevredigez da zeskigwelloch gwella yez, istor ha toniou Breiz.

Smit telleñ ! ar Vretoned

Kals konfort, allaz ! n'o deus ket !

Ar pez a oa gwir en amzer Brizeug a zo ker gwir all en hon hini ; met gwellaat a ray an traou da vont : an traou re ne badont-ket.

GINIVELEZ

Dina ha Drea Maury a zo laouen bras o rei da c'housout d'o mignonet ez eus bet ganet d'ezo cur breur bihan anvet Patrik.



Cléder, 27 a viz mezeven 1943.

Ra gouezo puif'hennoz sant Patrik war e filhor bihan.

EURED

Eured Yvon Guével hag Yvona Guerou a zo bet beniget e Plourin-Montroulez d'an 12 a viz gouere diweza.

Hor gwella gourc'hennou d'an dud nevez.



— Salud d'il kenderv !



N'hoc'h eus ket a vez o tont aman c'hoaz ?

— Yann Truilhok. — Pardonit din, aotrou Komiser, met c'houi eo hoc'h eus va fedet !

Koumanant bloaz : 30 iur ; kommisioner strollet, pa gomoror d'an nobent 5 milverenn : 25 iur ar pez Kas an arc'hant d'an Ao. Yann-Vari PIERROT, renor a FEIZ HA BREIZ e. Serignac (Morbihan).

C. C. P. 21.802 Roazon (Rennes)



Bisig a glask lakaat e graban war filip. Met e pelec'h ema henman ?

HELP RHE/CON
N'EI
FRIZ BET

Peurechuit al lizerennou-man hag e lennoch ger-
stur ar gwir Vretoned.

GANT LEVRIOU "FEIZ HA BREIZ"

Savit levrion breizhi en ho parrezion,

magit spered hor prizonidi!

LEVRIOU MAY HA MARCHAD MAT, HA PLIJADURUS DA LIENN

I. — LEVRIOU BREZONEK

CHRISTO, savet gant an A. Guillou, skeudennet gant René Roy, kaera levr brezzenek an XIXvet kantved 20 real.
MIZ MARI, kurunen nevez d'ar Werc'h-hez, savet gant an A. Breton 20 real
GENOVEFA A VRABAN, savez gant Glaoda ar Prat ha skeudennet gant an dim. O. de Villers 20 real.
TELENN ARVOR, savet gant August Brizeux 20 real.
VIKTORIA KONAN A ZANT LUK, gant an A. Uguen 1 skoed.
LIZER AN HINI MARO, gant Jakez Riou 1 skoed.
IWERZON gwelet gant eur Vretonez 8 real.
ENVORIOU EUR GAKOUZEZ, gant V. Seité 1 skoed.

II. — PEZIOU CHOARI

NICOLAZIK, Bayon-Perrot 20 real
SALAUN AR FOLL, Bayon-Perrot 20 real
DIZRO AN DIANKET, Bayon-Perrot 8 real

AR GORNANDONED, Bayon-Perrot 8 real

EUN ABARDAEZ E KERVARZIN, Colloher-Perrot 2 skoed

YANN LANDEVENNEC, Cornou-Perrot 20 real

DRAGON SANT PAOL, Y.-V. Perrot 4 real.

PARDON BARABBAS, Y.-V. Perrot 8 real

AN A. KERLABAN, Y.-V. Perrot 8 real

AN DIVROAD, diwar ar c'hemraeg, gant Y.-V. Perrot 8 real.

AR VAMM, diwar ar c'hemraeg, gant Y.-V. Perrot 1 skoed

AR CHIMINAOJ, gant ar Moal, 8 real.

AN HINI GOZ O VONT DA DENNA HE

FOLTRÉD, gant E. ar Moal 8 real.

YANN POTR AR GER, unan-gomz, gant E. ar Moal. War baperennou distag, ar

BRUDIT AL LEORIG-MAN :

NOS DEVOIRS ENVERS NOTRE RACE, L'ÉGLISE ET LES SURVIVANCES NATIONALES


Prix : 2 fr. 50

Kreskit ar priziou-se eus ar mizou kas a anavezoch diouz an timbrou laket, er post, war ho pakadenn.

Koumanant bloaz : 30 lur

Koumanant, strafet pa gêmerer d'an nebenn 5 niverenn : 25 lur ar goumanant.
Feiz ha Breiz eo kose, kaera ha marc'hmadala kannad a c'hell kaont ar Vretoned
 Kas an arc'hant d'an A. Yann-Vari Perrot. Rener Feiz ha Breiz, Serignac (Finistère)
 C. C. P. 21.802 Roazhon (Rennes)

FEIZ HA BREIZ a dle kaont dor zigor e kement ti kristen avez komzet ennan brezzeneg



(Lus'hskeudenn D.N.P.)

PEDENN EVIT EN EM WESTLA DA GALON DINAMM MARI

savet gant Hon Tad Santel ar Pab Pius XII.

O Rouanez ar Rozera, skoazell ar grisstenien, repu an holl, c'houi hag ho peus roet atao an trech d'ar re a stourme evit Doue, setu ni daoulinet d'rak ho tron, leum a fizians hon devezo diganeoc'h ar skoazell a zo ret e kre'z ar gwalinier hor sko, nann, en abeg d'ar vad a c'hell-femp beza bet graet, met en abeg da vadelez divent ho kalon a vamm.

En eun amzer ker strafuilhus hag an amzer-mañ, ouzoc'h, ouz, ho kalon dinamm eo ec'h en em droomp ; ni laka Eanoc'h hor fizians ; en em westla a reomp d'eoc'h a-unan, n'eo ket hepken gant an Iliz Santel, skeudenn Korf ho mab Jezuz, a c'houzant hag a goll gwad, gwasket ma 'z eo e kant lec'h hag e kant stumm d'shenvel, met ives, a-unan gant ar bed a-bez, rannet e meur a gostezenn hag o leski en eun tan-gwall a gasoni chachet warnan gant e bec'hejou e-unan.

Ra deuy ho kalon da deneraat o welet kement all a draou drastet er c'horfou hag en eneou, o welet gloaziou, enkreziou tadou ha mammou, priejou, breudeur ; bugale dinamm, o welet kement all a vu liez'ou falch'et en o bleuñ, kement all a

gorfou dishenvelebet e kreiz an draillh euzus, o welet kement all a eneou sammet gant ar perc'hed ha war var d'en em goll da virviken.

O Mamm a drugarez, grit ma teuy Doue da rei d'eomp ar Peoc'h ha, dreist holl, grasou a c'hell, en eun taol ; trei kallonou an dud, diwar an droug, war ar mad, ar grasou-se a zigor hent d'ar peoc'h hag a aoz d'ezzi eun diazez padus.

Rouanez ar Peoc'h, pedit ev domp ha roit d'ar bed, e brezel, ar peoc'h emañ an holl poblou o c'hortoz, ar peoc'h er wirionez, er justis hag e karantez ar Christ. Roit d'ezai peoc'h an armou ha peoc'h an eneou hag eur wech ma vo sioul an traou hag urz dre holl, rouantelez Doue a c'hello en em astenn.

Grit eur zell a vadelez ouz an dud divadez hag ouz ar re holl a zo gourvezet c'hoaz e tenvalijenn ar maro ; roit d'ezio ar peoc'h, grit ma paro warno Heol ar wirionez, ma c'hell int ganeompni, dirak ar Zalver n'eus nemetan er bed, lavaret :

« Gloar da Zoue, e barr an nent, ha war an douar peoc'h d'an dud à youl vat » (Lucas 2. 14.)

Dar poblou dispartiet gant ar gaou hag an disunvaniez ha dreist holl d'ar re o deus evidoc'h eun devosion vras ha ne gaver, en o zouez, ti ebet ne vez enoret ennan ho skeudenn zantel (kuzet bremaji marteze, da c'hortoz ma teuy deñiou laouenoc'h) roit ar peoc'h ha renit int war du ar gêr, degaset int da Ilz an Aotrou Krist, n'eus gwir bastor nemetan.

Goulennit evit Ilz Santel an Aotrou Doue, eur peoc'h padus hag eur frankiz vras ; fardellit dour-beutz ar gizou pagan a venn hor gouleidi ; lakin ar gristenien da garout muioc'h mui ar c'hlanded ha da ren eur vuhez kristen leun a oberou mat, evit ma teuy bochad servicherien an Aotrou Doue da greski e santelez hag e niver.

Er fin, evel ma oa bet goustlet da Galon Zakr ho mab Jezuz an Iliz hag holl dud ar bed, evit ma teuje, pa vije laket enni o holl fizians, da veza evito eun arouez hag eun errez a chounidegez hag a zilvidigez, evelse, hag evit atao, ec'h niver.

en em westlomp d'ec'h, o Kalon dinamm Mari, c'houi hor Mamm ha Rouanez ar bed.

Evit ma teuy ho karantez hag ho skoazzell d'en em astenn kentoc'h, ma c'hello an holl poblou, deut a-benn d'en em glevout etrezo ha d'en em glevout gant Doue, embann ho santelez ha staga da gana a-unan gancoc'h, eus an e'l penn d'egile d'ar bed, eur Magnificat a chloar, a garantez hag a anaoudegez vat, da Galon Jezuz, ar galon n'eus nemeti e chellfent kaout enni ar wirionez, ar vuhez hag ar peoc'h.

Evelse bezet graet.

Hon Tad santel ar Pab en deus roet tri bloaveziad pardon d'ar gristenien bec'wech ma livirint ar bedenn-se, gant devotion hag ar pardon eus o holl bec'hejou d'ar re hen lavaro beñdez epad eur mis gant ma 'z aint ouspenn da govez ha da gommunia ha ma pedint evit ezomou an Iliz hag ar Pab. 17 a viz du 1942.



GOUZOUT

Kaset oan bet da va gwele, en deiz-se, araok ar re all. Kousket mik edon, pa oan dihunet, en eun taol, gant ar sklerijenn ha trouz tud o kaozeal.

Hep finval an distera, e tigoris va daoulagad. War an daol al lamp a oa elum ; e kreiz an ti edo va zad, va mamm hag an amezog tosta Martin.

« Ar vugale zo bugale », a lavare va zad, gant e vouez atao sec'h ha plean, met a zeblante, en abardaez-se, beza taeroc'h hag eun tammig tristoc'h eget kustum. « Ne zifennan ket ar paotr ac'hallen, emezan. Kastizet eo bet evel m'o a dleet. Met e vijes aet d'en em gemeret ouz e vamm, ha ne c'helle netra, n'ou ket evit gouzou an drase. »

— « Her gouzout a ran, n'eo ket mat ar pez am eus graet », eme an amezog, « Met petra fell d'it, Glaoda, o tistrei eus ar foar edon. Eur banne a re a yoa ganen adarre. Ar boeson milliget ! Gouzout a rez e kollan va fenn gantan ha ne quezan mui petra ran. Va merc'hig a len-

PARDONI

ve, muioc'h martese eget n'oa dleet d'esi. Ha kement-se a lakeas droug bras en-noun... Met, evelkent Glaoda, amezienomp ha tro ebet c'hoaz n'eus bet trouz etreomp. »

Digeri, 'raen va diskouarn, enkrechet. — Prosez a yoa eta etrezo ! Breman e teue da sonj d'in oa aet va zad, meur a zervez a oa da X. keriadenn-benn ar c'hanton. Daoust hag aet oa da ober e glemm ? Biskoaz, betek neuze, n'am oa kleyet lavaret en doa kaset klemm a-enep-unan bennak. Ha breman, hervez an doa-re, ez ae dirak al lezvarn !

Santout a raen ar ruzder o pignat muioc'h mui d'am fenn. An holl dru-builh-se, n'oa nemedoun-me hiriek d'ezo ! En eur ziouall ar zaout, oa bet savet eun tamm tabut, etre bugale an amezog ha ni. Annaig, e verc'h, oc'h en em-hegal ouzin a dorras va c'hotitell-gorz, bet graet d'in gant va breur kosa. Aet er-mêz ac'hounou va unan, em oa skoet ganti gant va foct, war he zreid noaz. Yudal

he doa graet, kouezet oa d'an douar. Hag en eur gunuda oa tec'het war-du ar gêr gant he c'hoar vihan. Gwasa pez a oa, dres d'ar marese, he zad a zistroe eus ar foar. Mezo oa. Redet en doa betek lein an dorgenn el lec'h ma welas va mamm o tenna avalou douar et park. En em gemeret en doa outi, he stlejet d'an douar, gwall-gaset anezzi. An dra-se a yoa, eun deiz bennak, araok ginivelez va breur yaouanka.

Breman an taol fall am oa graet a waske poumneroc'h poumnera war va c'halon. Gwelet a raen betek pelec'h e c'hele an traou mont.

« Evel a welez Martin, va gwreg a zo skidzet ; gouzout a rez ar pez a c'hellfe digouzout ; n'eo ket eus ar re grenfa, te oar ! »

« Gouzout a ran, gouzout a ran. Ma vijen bet diwar an dour, ne vije ket bet c'hoarvezet eur seurt tra. Met Glaoda, gouzout a rez, koulz ha me, ar grañ n'en deus graet mors e netra vat. »

« Goude holl, martese an dra-se ne vezo bet ken grevus eget a sonjen da genta. » a lavaras ar vamm evit klask kompeza an traou ; ha gant he zavancher e sec'he he dañrou. « Lesit ta aze an istoriou-se, ne raint nemet chacha ar c'harr war ho kein, »

« Piou ta a so oc'h esa mont d'rak al lezvarniou ? » a respontas an tad. « Ar pez a ran eo abalamour d'it-te, evit ar c'hrouadur hag abalamour da deod an dud : ar c'harteriz a-bez o deus gwelet ha klevet. »

« Kaozeal a raint muioc'h c'hoaz ma 'z eomp da X.. a glaskas lavaret ar vamm. « Braoc'h e kavint kals ous hor gwelout oc'h en em glevet k'en etreomp. »

« Atao omp bet amezien vat », a valbouzas Martin eus e gozbez. « Glaoda, ankounac'haomp pep tra ha bezomp

a-nevez mignonned vat. Kea ta da X. Abred a-walc'h eo c'hoaz evit lakaat an afer da chom a-sav. »

Va c'halon o lammet, e sellen ouz va zad.

Hag en em lezel a raje da veza tenearet ? Chom a rae eno dilavar, dirak an amezog a oa bihan, bihan, hen hag a oa ken bras, ken sec'h ! Ober a reas sin gant e benn evit diskouez ne felle ket d'ezan plega.

« Diaes, diaes ! Kemehit all a labour ! Ken diwezat all ar c'hounidegez er bloaman ! »

« Met, me a denio da zikour, me. » a zisklerias an amezog.

« Asa ! » a droc'has ar vamm. « Ar baotred a zo krenv a-walc'h : ober a raint ar pez zo ret. »


« Da aspedi a ran, Glaoda, evel ma ne a pedier nemet an Aotrou Doue. »

Eur pennad, an holl a davas. Gwelet a ris va zad, tenval ha roudennet e dal, o sellet gwech ouz an amezog, gwech ouz va mamm, gwech ouz koztez ar voger, el lec'h m'edo ar grusifi a-istrabilh. Erfin, gant eur votiez, eun tammig izel, evel m'en defe tennet gant poan ar geriou eus e greiz, hen, ha ne gomze nemeur eus a Zoue, met a veve holl evitan, a lavaras goustadik : « En em bardonomp, en han-no Doue, evel ma pardon Doue d'eomp. »

Meur a dra a zo bet em buhez hag o deus gloazet ac'hounou, betek gouleid va c'halon. Seblantout a rea d'in, d'ar mareouse, n'oa ket posubl d'in pardoni nak ankounac'haat. Met neuze e teue sonj d'in eus va zad. Hag e lavaren, o sonjal ennan, hag er pez a oa c'hoarvezet en abardaez am eus komzet anezan : « En em bardonomp, evel ma pardon Doue d'eomp. »

(Kountadenn slovenek kempennet gant)

L. B.



"EUR SIZUNIAD MARVAILHOU GWIR"

KONTADENNOU A VRO-EIRE

SAVET E BREZONEG DIWAR TROIDIGEZ H. HUERRE

DASTUMET GANT DOUGLAS HYDE (AN CRAOIBHIN)



KONTADENN AR BEMPET NOZVEZ : KONT AN DRAONIENN

Antronoz e kavas Diarmuid dirazañ eur pred a zoare. Kas a reas an deveze se evel ar re all a-raok, betek ma tetuas an noz ha ma voe pedet da zont er soll vras sklaerjennet. Dija edo an' Itron enc. Gouenn a reas outañ ha dare oa da staga gant e zanevell. « Ya, emezañ ». Choueza 'reas neuze en hec'h ibilig aour. An nor er voger a zigoras hag an hevelep tud hag en' denc'hent a zeus tre. Azeza a rajont. Diarmuid a stagas gant e varvailh :

Pell amzer 'zo e veve eur c'hont e Ciarraidhe Luachra. Eur mah ne oa ken d'ezañ. Hemañ a raed anezañ « Kont yaouank an draonienn ». Pinvidik-mor oa ar c'hont koz. War lerc'h e varo e lezas gant ar c'hont yaouank kement tra a berc'henn war an' douar. Eur c'hoarier-gant-e-gorf oa ar paotr yaouank se, eur paotr a-raok hag eun hemolc'her peurakuit. Troet kenañ oa gant an hemolc'hi (chaseal) hag ar pesketa. Biskoaz ne veze er vro a-bez hemolc'hadeg ebet, hep m'en devije lod enni. Eun deveze e voe renket pep tra a-benn eun hemolc'hadeg vras e Traonenn ar Broc'h. An holl dud a renk er vro, ken gwazed, ken merc'het, a oa bodet eno. Graet e voe seni gant ar c'horn-boud. Klevet e voe ar chas o harzal a-bouez-penn, hag eun heiez eus ar re gaera a ziboufas eus ar c'hood. Hag an holl varc'hegerien d'he heul. A-dreuz triñ ha krec'h e lammis hi, ken na voe an heol uhel-kenañ en oabl. War ge n eur marc'h buan-tre edo ar c'hont yaou-

ank, ha kalz ez eas larkoc'h eget ar re all holl. Pa reas, pelloc'h, eur sell a-dreñv d'ezañ, ne welas mui marc'hger ebet. Eun-an-penn edo. Dispenn a reas roudou an heiez betek ma 'z eas an heol diwar wel en tu all da skramm an torgennou. Neuze ne voe mui evit gwelout an heiez ha ne ouezas ket pelec'h edo. En eur glask an tu da zont en-dro e tizas pelloc'h, e-harz eur grec'henn, eun ti doareet-kaer. Goude poania kement a-hed ant de'z, en devoa sec'het bras ha kaout a rae d'ezañ e kavfe peadra da derri e sec'het ma 'z afe betek an ti sc. Kerzout a reas eta etrezek ar maner ha dégouezet dirak an nor dal e tiskennas d'an douar. Dont a reas emaez eur plac'h yaouank hag a lavaras d'ezañ : « Bez deuet mat kant m'l gwech, kont yaouank an Draonienn ». — « Kalz eurusted a hetan d'it, emezañ ; met me ' gave d'in n'oa den ouz va anaout dre amañ. N'ouzon ket va-unan pelec'h emaoun. Met tro am befe d'az trugarekaat ma c'hellfez rei d'in eun dra bennak da eva. Dare eo d'ñ mervel gant ar sec'het. — Amañ emaout e Traonenn an Trech'h, emezi. Deus ebarz, rei a rin d'it da eva a galon vat ». Hopal a reas war eur mevel ha lavarout d'ezañ kas marc'h ar c'hont d'ar marchosi ha rei d'ezañ kerc'h ha dour. Mont a reas ar c'hont en ti ha p'en devoe sellet endro d'ezañ e voe sebezet-mik. En aour melen edo graet an daol, a oa eeun-hag-eeim e-kreiz ar sal, hag en aour melen edo iveau ar c'hador'ou renket endro d'an daol. Leunia 'reas ar

plac'h yaouank eun hanaf a win en eur e ginnig d'ar c'hont. Ne evas nemet cul lonkadenn : « Sec'het bras am boa, emezañ, met setu m'eo torret. Trugarez d'il mil gwech. — Azez 'ta, emezi ; goude hemolc'hi ec'h eus naon, hep mar. » Hag azeza ; tri vevel a zeus tre. Degas a raent meuiziou. Bez 'e oa kig saout, kig dañvadi, kig moc'h ha jiboez war pladou a oa ; war ré all irvit ha karotez, madiou a bep seurt, meuz'ou hag a oa ganto eur c'houez hag a rae plijadur. Azeza 'reas ar plac'h yaouank diouz eun tu d'an daol, eeun a-dal d'ar c'hont.

Hemañ a arveste outi gant evez hag a gave d'ezañ n'en devoa biskoaz gwelet plac'h yaouank ebet hanter ken kenedus hag hounnez. Debri a rajont hag eva a-gevret evel mignoned, ha bep gwech ma selle outi e kave d'ezañ e teue da goantaat. Dont a reas pelloc'h da gaout karan-tez outi hag e c'houennas ha beo oa c'hoaz he zad hag e mamm : « Nann, emezi, n'emaint mui ganeñ, maro int hag emaoun va-unan-penn pe war vetek nebeut. Heskinet oun d'kluez gant eur ramz du hag a ra an heg ouzin d'am lakaat da euredi gantañ. N'eus tu ebet evidoun da vont e-biou, nemet kavout a rafen eun difennour hag a ve trech d'ezañ. D'aes eo avat kement se. Rak n'eus er bed a-bez kleze ebet hag a zeufe a-benn anezañ, nemet unan hepken hag a zo etre daouarn roue Bro-C'hellaz (Grèce e galleg). Hemañ e zalc'h dindan brenn' en e lez e-unan.

— Daoust ha tu a zo da dostaat ouz ar c'bleze se ? eme ar c'hont. Ma teufen d'e gaout, e vijen gouest a-walc'h da drec'h ar ramz. — N'eus nemet eun doare, emezi, hag añchal eo an abadenn. — Petra vern e vefe añchal, emezañ. Diskouez d'in an hent da heul'a, hag ez an da glask ar c'bleze, pe e kollin va buhez. — Sed amañ eur maen a briz bras kenañ. Kae warc'hoaz d'ar beure war lein ar menez. Eur c'hoziad louedet a weli eno, e beg uhela ar garreg. D'skouez d'ezañ ar macn. Gouenn a ray ouzit petra a hitez. Bez fiziañs ennañ. Gra diouz ma lavaras d'it he ne di ket a-dreuz gant da hent. Met skuiz out gant da zevez, mat e vo d'it mont da ziskuiza. » Diskouez a reas d'ar c'hont eur gambr'g a-rez d'an douar : « Martez, emezi, e klevi roc'herez pounner ar ramz du. Kambret eo war laez ha ne zihuno ket abarz kuz-heol warc'hoaz da noz. » Mont a reas ar c'hont d'e we-

le. Met ar c'housked n'en devoa krog ebet ennañ. A vec'h ma oa kousket pemp munutenn a oa, e klevas ar roc'herez. Heñvel oa d'ezañ ouz trouz ar gurun. En he fez e tremenas an noz hep ma c'hellas kousket a-zoare.

Sevel a reas beure mat. Ar plac'h yaouank a oa endeo war sav. A bep seurt traou a oa war an daol da eva ha da zeb', hag ar vevelien a rae war e dro. Met ne voe nemeur e tu da breja founnus, peogwir edo an enkreuz ouz e vrouda. Peurc'hraet gantañ e bred, e kimiadas diouz ar plac'h yaouank. Doaniet e teus da vezza pa bellaas diouti. Pignat a reas war lein ar menez ha dizale e welas eur c'hoziad en e sav war beg eur garreg. Kinig a reas d'ezañ ar maen a briz evel m'he devoa lavaret d'ezañ ar plac'h yaouank.

« Petrà a hitez ha petra a ziouerez, a c'houennas ar c'hoziad. — Ar c'bleze m'eo perc'henn d'ezañ roue Bro-C'hellaz, ar c'bleze n'eus nemetañ er bed ma c'helli sed gantañ rei lamm d'ar ramz du, eme ar c'hont. » Eur c'hluch a roas ar c'hoziad d'ezañ, en eur lavarout : « Kerz d'ar c'hood a zo a-zechou da Draonienn an Trec'h, hej ar c'hluch hag e teuio dar-vedout eur marc'h gwenn. Gra diouz ma lavaras d'it. » Trugarekaat ar c'hoziad a reas ar c'hont, kemer ar c'hluch, mont d'ar c'hood, heja ar c'hluch, hag e welas o tont ar marc'h gwenn. Hemañ pa voe tost a lavaras : « Gouzout a ran petra fell d'it. Lamm war va c'hein, eun hir a veaj hon eus da ober. » Hag ar c'hont lammat. A-vec'h ma voe war gein, e tispakas ar marc'h eskell a bep tu hag i gant tiz bras en hent, a-dreuz an aer. Ribl ar mor ez ajont evelse betek ennañ. Neuze e lavaras ar marc'h : « Dalc'h start ouzin. Emaomp o vont dre zindan ar mor. Sanka 'reas ebarz hag e voent dindan an tonnou. Mont ha mont a raent d'baquez, ken ec'h hañvale d'ar c'hont e rankent e gwirionez beza degouezet e penn ar bed. Pignat adarre a rajont, pelloc'h, ha bresa an douar kalet. Hanter varo oa ar c'hont ha ne c'helle ranna ger. Kenderc'hel a rajont gant o hent betek eur menez uhel ; tanflamma a rae ar menez. » Dalc'h mat ouzin, eme ar marc'h. Emaoun o vont dreist ar menez mañ. » Distaga 'reas eul lamm dreist ar menez. Losket e voe e garniou ha kroc'henn e gof, met ar c'hont n'en devoe droug ebet. Hag i adarre en hent.



A vec'h war e gein e tispakas ar marc'h eskell.

Degouezout a rajont dirak dor dal eur c'hastell bras. Ar mogeriou o devoa daou ugent troatad uhelder. Bez' e oa daou leon bras azezet a bep tu d'an nor, ha ne lezent den da zont ebarz nemet urz o defe bet digant ar roue. « Bremañ, eme ar marc'h, lak da zourn em skouarn gleiz. Eur gontell lemmet mat a gavi ebarz. Va laz ha lam diwarnoun va c'hroc'hen. Lak heñ endro d'it hag evelse e c'helli tremendre gichen al leoned. N'az kwelint ket Kae ebarz ar c'hastell. Kavout a ri a-zer-hou eur c'hom Bod elec'h ma weli a-istribilh ouz ar voger kleze ar roue. Kemer heñ ouz da gostez ha deus en-dro d'am c'haout. — E gwirionez nann, biken n'az lazin, goude kement ac'h eus graet evidoun, eme ar c'hont. Ha ma vefez maro, da betra e talvezfe d'in ar c'hleze ? Biken ne c'helfen adkavout va hent betek Traonienn an Trec'hiou. — Gra diouz m'am eus lavaret d'it, eme ar marc'h. Matistroez gant ar c'hleze, taol adarre ar c'hroc'hen warnoun. Neuze e tetio bûhez ennouz adarre. » Ober a reas ar c'hont d'ouz m'en devoa ar marc'h lavaret d'ezañ, nemet a-enep d'e veno. E laza a reas, lemel diwarnañ ar c'hroc'hen hag e wis-ka. Hag heñ etrezek an' nor, etre an daou

leon, hag ar re mañ n'e weljont ket. War eun ez eas d'ar gambr elec'h m'edo ar c'hleze, hag e gas a reas gantañ. Distrei a reas neuze d'al lec'h m'en devoa lezet ar marc'h maro. Teurel a reas ar c'hoc'h war warnañ hag ar marc'h a voe en e sav ken brao ha ma ne vije tremenet ne-tra. Lavarout a reas d'ar c'hont : « Lamm war va c'hein, mall eo d'strei. » Ar c'hont a lammas war gein hag hez ajont endro dre an hevelep hent, a-dreuz ar meñez-tan, diñdan ar mor, dreist ar c'herc'hienou hag an traoniennou. Mont a rajont ken e tegouezjont e traonenn an Trec'hiou. Neuze e tiskennas ar marc'h d'an douar hag ar c'hont diwar e varc'h. Hemañ a lavaras d'ezañ : « Bremañ, kenavo. Ra c'helli beza trec'h d'ar ramz du, ha gounit kaera maouez a zo er bed. — Heti a ran d'it mil bennoz, eme ar c'hont. Kenavo d'it-te ive. »

Ha kerkent ez eas da di an Itron yaouank. Laouen meur e voe hi ouz e welout hag eun degemer eus ar c'henta a reas d'ezañ. Goude e c'houlenas outañ ha tapet en devoa kleze roue Bro-C'hellaz. « Bez' emañ ganeñ, emezañ ; pelec'h emañ ar ramz du, ma rin d'ezañ dont d'en em ganna ganeñ. — Gortoz, emezi,

m'az pezo debret hag evet eun dra bernak. Ne vezo amañ nemet a-benn eun curvez. » Debri, eva a reas ar c'hont ha konta e veaj ha kement tra burzidus en devoa gwelet. D'ar c'houlz se e klevjont o tont ar ramz. Hag ar c'hont er-maez ha bale etrezek ennañ. War arbenn' ez ajont an eil d'egile. « Evit trouc'ha d'it da benn emaoun amañ, eme ar c'hont. — O farsal emaout, eme ar ramz. Gwell e ve d'it goro da saout e Traon'enn an Ounnered. » Ha diwar gément se ec'h en em dagjont. Edo ar plac'h yaouank war an treujou o sellout outo, he c'halon war



Ar c'hdint a drouc'has penn ar ramz.

he muzelloù (1). Pa skoe ar c'hont eur gwall daol gant ar ramz, e youc'he gant levenez. Ar ramz a daolas evez ouz kement se hag a c'harmas outi. « Dizale, va c'hoantig, e roin d'it digareziou da chao-kat da zaouarn gant ar glac'h. — N'her gri ket avat, eme ar c'hont. » Hag eur pennadig goude e trôuc'has e benn diouz ar ramz. Klask a reas ar penn distrei da gaout ar c'horf, met gant an eil taol ar c'hont e zaouhanteras. « O, a youc'has ar penn, kleze roue Hellaz a zo ganez. E laeret ac'h eus. Trubard out bet 'em c'heñver. » Met kenderc'hel da gomz ne c'hellañ ket ar penn, rak ar c'hont e rannas eur wech all c'hoaz. Netize e reas e stal ouz ar c'horf, ouz e stleja betek eur poull pri bras, elec'h m'e stlapas ; hag e taolas mein er poull betek ma voe leun chouk.

Ha setu ma teuas an noz. Ar c'hont a yeas en ti. Degemer mat a voe hetet d'ezan. « Ne gave ket d'in, eme ar plac'h yaouank, e vije bet kompezet ken brao an traou en deiz ma 'z is da heicz ha ma redjont war va lerc'h er-maez ar c'hood, e Traonienn an Ounnered. Va digarezi a rankan goulenn d'ganez o veza n'oa ket eun heiez a heuilhjont, met me va-unan. Gwasket oan gant galloud-strobinella ar ramz du, ha lavaret e oa bet d'in na c'heñfe netra freuza ar strobinelladenn am bec'hie, betek ma teufe ar c'hont yaouank eus Traon'enn an Ounnered da Draonienn an Trec'hiou. D'eur c'hont d'un merc'h. Va mamm a zo maro ha tri bloaz 'zo bremañ m'eo kouezet va zad en eur stourm ouz ar enebourien. » Ar c'hont he briatas hag a c'houlenas outi ha c'hoant he devoa d'e gaout da br'ed. « Deus ganeñ, emezañ, da Draonienn an Ounnered ha lez aze Traonienn an Trec'hiou gant he holl achantouriez. — Ya, emaoun o vont, emezi, p'emaoun bremañ distrobinellet ; bez' am eus kezeg ha karr-red d'hor c'has di, ma ouezez an hent. — Nann, emezañ, n'am eus anaoudegez ebet eus al lec'h m'emaoun, nag eus an hent m'oun deuet amañ gantañ. — Marteze unan eus va mevelien a ziskouezo d'eomp an hent, emezi, rak an anaoudegez am boea eus ar vro keit ha m'edon kemmet e heiez a zo aet kuit, kerkent ha m'oun distroet d'ar stumm den. Met m'emañ aze Bhiorgùn, e roio d'eomp sklaerijent. » Neuze e c'halvas Bhiorgùn, hag ar c'hoziad e vleo louet a zeus tre. « Traonienn an Ounnered a anavezez ? emezi. — Ya,

(1) Da lavarout eo ne glaske ket kuzat ar pez a drêmene e gouelec hag c'halon : tro-lavar iwerzonek.

emezañ. Eno ouï ganet, bremañ 'z eus daou c'chant vloaz. — Warc'hoaz e fell d'in mont di; emezi, starn d'in va c'harr-red. Antronoz e teuas. Bhiorgin gant eur c'harr brao, pevar a' gezeg outañ. An daou yaouank a bignas ebarz hag ar plac'h yaouank a gemeras he holl aour hag he holl arc'hant, he mein a briz hag he finvidigeziou. Ar c'hoz'ad a reas buhez war ar c'hezeg, hag i en hent d'an tiz bras. Mont a rajod war-raok betek kuz-heol. Neuze e welas ar c'hont dirazañ e draon'enn. « Setu me er gêr, emezañ. — Mat eo neuze, emezi. War ribl an draonienn e chomimp a-sav. » Hen ober a rajont, hag hi d'ar c'hoziad : « Kae en-dro da Draon'enn an' Trec'h. Va zi a lezan ganez gant kement a zo ennañ. Klaoustre bras ne zistroiñ biken di. » Hag ar c'hoziad kuït, hag ar c'hont blenia ar c'harr-red betek e lez e-unan. A-greiz kalon e voe degemeret rak an holl o devoa lakaet e oa kollet. Antronoz e

voe euredet an daou yaouank, met sez devez ha sez novez e padas ar fr'ko, hag an devez diweza a voe c'hoaz bravoc'h eget ar c'henta. Beva 'rajont du hont dichastre, eurus ha laouen an tamm anezo, ha bez 'o devoe mibien ha merc'hed. Deuet oant war an oad pa varv-jont, met bez 'ez eus c'hoaz lod eus o gourvib'en o veva du-hont.


Setu echu va c'hontadenn, met mardeo da ganeoc'h, am bezo peuraozet eun all a benn warc'hoaz.

— « Eur vrao a zanevell eo, hag unan wir, eme unan eus ar selâouerien. »

— « Eur marvailh kaer, eme ar re all. »

Ha kerkent e savjont holl en o sav. An nor a gofiez a zigoras er voger hag i holl er-maez, evel m'oant deuet ebarz. An' itron a reas kenavo da Ziarmuid ; hag hi kuït d'he zro. An dorier a zeus ha Diarmuid a yeas da gousket.

M. KERFROUDENN



Ar Yar hag ar Roue

Bez 'e oa gwechall eur roue hag a oa ar gernez en e vro ha ne gave netra ken da zebri nemet eur yar. Delc'her a eure gantan ar penn ha rei a cure an izili all d'e vevelien ; ar re-mañ, daoust peger brao a oa bet graet d'ezo, a yeas e kounnar hag a stlapas ar penn, en devoa mi-ret ar roue evitan e-unan, d'ar chas.

Ar roue eo Doue:

Ar yar eo ar zizun he deus sez ezel, da lavaret eo sciz devez ; evit ma c'helle-je an dud dastum peadra d'en em vaga, Doue en deus roet d'ezo evit o labouriou hag o marc'hajou, c'houec'h devez : al lun, ar meurz, ar merc'hher, ar yaou ; ar gwener, ar zadorn ; n'en deus miret evitan e-unan, evit e zervich, nemet penn ar zizun, ar c'henta eus ar seziz devez jar zul.

Ha ni, petra reomp ?

Ni a stlap an devez-se da chas an Ifern. Ar merc'hed her ro d'ar c'hi Le-viathan, diaoul ar balc'hder, rak da zul, dreist-holl, evit rei da gredi ez int yaou-ankoc'h eget ne d'int, e gwirionez, eo ec'h en em ginklont hag ec'h en em li-vont.

An dud yaouank hag a ya, en deiz-se, d'al lec'hioù difennet, her ro da Asmode, prins an hudurnez.

Ar c'hoarierien her ro da Vammon, diaoul ar bisoni.

An dud gwariziuz a lak o sul da zel-lout ouz an dremenidi ha d'o dispeññ gant o zeod ifern ; rei a reont ar zul da ziaoul ar gwarizi, e ano Beelzebuth.

An dud lontrek her ro d'o mestr, Beel-phégor, rak tremen a reont ar zul penn-da-benn o lonka hag oc'h eva.

An dud taer her ro da Vaalberith, diaoul ar goumnar, rak en dervez-se eo e kemeront o c'hlaze hag ez eont d'en em ganna.

An dud lezirek hag a dremen an devez-se penn-da-benn heb ober eun holl vad, her ro da Astaroth, diaoul an diegi.

Pennad tennet eus unan eus prezegen-nou sant Visant Ferrier. Embanner bras ar varn ziweza, ganet e Valans, er Chatologu, d'an 23 a viz genver 1357, ha maro, en hor bro, e Gwened d'ar 5 a viz ebrel 1419. E ano a zo bet laket war roll ar zent er bloaz 1455.

Bara Gwen ha Bara du

Klemmou a vez klevet, en amzer-mañ, a-gleiz hag a-zehou, diwarbenn ar bara hag a-wechou, marteze, milinerien a zo hag a ro digarez vat d'an dud d'en em glemm anezo. Ma ne vije nemet brenn etouez ar bleud ne vije ket a dro d'en em glemm kals, met milinerien a zo, hag a ya, war a leverer, betek touezia gant an ed skubachennou o solierou hag a bep seurt lostennachou.

Ar bara evit beza mat a rank beza graet gant ed, gant gwiniz pe gant segal, met arabad eo kredi eo ar bara gwenna ar bara gwella.

Ar pep gwella er winizenn eo ar grôc'henn bet melenet gant bannou an heol ; ar bara gwella eo an hini a vez laket ar bleud hag ar brenn d'hen ober.

Eur medesin bras, an Doktor Rowlands a vagas, epad eur pennad, eun neiziad logod gant bara du, graet gant bleud ha n'oa ket bet tennet ar brenn eus e douez.

An Doktor a boueze bemdez e loenedou hag a welas e wellaent souezus, eus an eil dervez d'egile.

Goudeze e stagas d'o maga gant bara graet gant bleud hepken, hep tamm brenn ebet, en e douez !

Al logod a gollas o yec'hed hag a deuas o izili da zounna outo ; ne gavent ket a-walc'h a vagadurez er bara gwenn.

Ha ma tigouez kement-se gant al loened gant an dud e tie digouezout kement all. Gwelit pegent marvlivet e oa penn tud ar c'hériou pa n'o devoa nemet bara gwenn.

An Dr Arbuthnot Lane a skriv : « Ar « vro em eus gwelet enni ar merc'hed « krenfa ha ya'ha eo Iwerzon ; eno ne « gaver ket a dud taget gant ar c'hrign- « beo, eur c'hlenved ha ne grog nemet er « re n'en em vagont nemet gant boued « ha n'eus magadurez ebet ennan, koulz « lavarout !

« En Iwerzon ar merc'hed n'en em va- « gont nemet gant avalou douar ha legu- « machou a zebront ez c'hlas ! »

Tra vat da c'houzout en eun amzer ha ne gaver ket atao ar pez a glasker !

GWAZED A-ZOARE

« Gwazed a-zoare » danvez labour (1943-44) evit Ykamiz. Ennañ e kaver da genta kenteliou hag aliou mat war ar bloavez labour, goulennou an enklaskou, ar studiadennou war an Aviel hag eur roll eus ar geriou implijet ha nebeut anavezet gant lod. Eur benveg kaer eo « Gwazed a-zoare ». Evit ar baotred eo graet met ar merc'hed ne tañent ket fall e brena ken nebeut. Priz ar skouerenn : 20 real. Pa vez prenet 10 skouerenn, 16 real ar pez, ar mizou kas ospenn. Skriva d'an Aotrou chaloni Fave, straed Feuteunig al Laez. Kemper.



En eur
gutuilh avalou

I

Sklaer eo an deiz; an anjelus a zo sonet :
Savomp, savomp, savit paotr ha paotrez!
Matez ha mevel, mestr ha mestrez;
An anjélus a zo sonet.

2

Diskennomp holl d'an avalenneg 'neur ganan!
Kanomp laouen, kanomp, kanit atao,
Soniou Breiz-Izel a zo ken brao!
Diskennomp holl, en eur ganan.

3

Hejomp ar gwez; ar Vretoned a zo nerzus!
Hejomp hardiz, hejomp, hejit ar gwez;
Bernicou avalou, dre-holl, a gouez;
Ar Vretoned a zo nerzus!



Sklaer eo an deiz; an an-je-lus a zo sonet :



Sa-vomp, sa-vomp, sa-vit paotr ha paotrez !



Ma-tez ha me-vel, mestr ha mes-trez ;



An an-je-lus a zo son-et

Kan-bale gant Evnig Penn-ar-c'hoad

Ton gant J. Arnoux

4

Sec'ched ac'h eus : debr eun aval ruz Janedig !
Tanva, tanva, tanva Janedig flour :
Aval dare 'zo gwell eget dour !
Debr eun aval ruz Janedig.

5

N'eur vont d'ar ger, me a lavaro da Yannig :
« Dougit, dougit, dougit d'in va faner !
Rak an avalou-man 'zo pounner ».
Me 'lavaro 'se da Yannig !

6

Ni zimezo, pa vo deut an nevez-amzer :
Evet, evet, evet e vo sistr mat.
Picher ha picher ha picherad.
Pa vo deut an nevez-amzer !



Eun den am eus anavezet



Ret e vele din bezañ evel R. Hemon eur mailh war ar yez hag an tresadur-ene evit ober en eun doare dereat « poitred eun den am eus anavezet » re ziwezat ha re nebeut, siouaz d'in, Fañch ar C'huziat eano.

Evit gwir, n'em eus ket anavezet mat Fañch nak e welet nemet diou wech hepken ; met a-walc'h, avat, da verzout nerz e galon hag uhelder e spered.

Ganet e miz gwengolo, er bloaz 1862, e Keraodi (pe Keraudy e galleg) Fañch a vœ ar c'hoasañ eus a chouec'h. Deut d'e drizek vlooz e tilezas skol e gériadenn evit labourat douar gant e dad ha war an oad a gent vloaz ez eas kuit d'ober e sez vloaz soudard. E-pad ar mare-se e vœ e zonet « adjudant » met a-benn fin e servich e tistroas d'ar gêr.

Eiz vloaz warn-ugent e oa Fañch pa varvas e eontr koz, a roas dezañ dre destamant feurm ar Goz-ker hag an douarou stag outi. An holl beadra-se a vœ diwar neuze madou tiegez Fañch. Rak nemeur goude e timezas gant eur plac'h kuñv ha kalonek ; dek a vugale a zeus dezañ. En deiz a hizio e chom c'hoaz anezo pemp paotra ha teir blac'h holl dimezet nemet an hini gentañ, Marf hag an hini diwezañ.

Stag e spered ouz boaziou ha kustumou ar Vro, Fañch a oa lorch emnañ gant bezañ Breizad. Ha stad a rae eus traou ar 're-gent, evit pez a sell ouz ar familh hag ar relijom.

Kristen a greiz kalon, Fañch a daole evez bepred da rei ar skouer vat d'e vugale. M'ho piye e welet o lavarout ar bedennnoz en dro d'ar siminal pe ar « benedisite » a-rack debri. N'eo ket dioutañ e chelled lavarout « Setu aze unan ne da ket alies d'an iliz ».

Eur skouer veo e oa ives evit an holl dud. Rei degemer ne oa ket eur ger hepken evitañ ha daoust d'ezañ da vezañ sammet a-walc'h gant e diad bugale e ouie digeri e galon hag e di. Da bep hini a c'houlehn sikour digantan e roe didorr, a wechou e-pad mizveziou, evel a reas e derou ar Brezel 1914 evit tud a anavezan mat.

En em ober a rae gant e amezeien ha lgouzout a ouie ives ober vad dezo : gwir eo e ouie ar re-mañ d'o ūro ober kement-all war am eus gwelet, n'eus ket bloaz c'hoaz en eur dremen dre ar vro. Ha n'eo ket gwir ta Bañzic ?

Goude e stagas Fanch gant kenstrivadegou lennek, dreist-holl el lid en enor an Uhel e Plouaret. Ar maout a yeas gantañ, hag e genstriver, Nikol e ano, pell diouz d'her'hel drouiez outañ, a savas eur werz d'e veulin.

Bez' ez eus pemizek vloaz bennak abaoe ma 'm eus graet anaoudegez gant Fanch ar C'huziat. Pemp ha tri ugent e oa dija : gwall-daget gant ar berr-alan Fanch en doa poan, dreist-holl en nevez-amzer ha da gala-goanv.

Evit pez a sell ouz e gorf en devoa bepred eun dremm kaer a zen, serz war e ziouhar. Bras a-walc'h, skoazie : kaer e oa e benn, ledan e dal, hag balegek eskern e jodou. E zremm oa hiraet hag amenus gant e varo hir diouz ar c'hiz koz o tiskenn eus pep tu dezi : e vuzellou hag e c'hrong a oa aotennet, e zaoulagad glas a c'hoarze plijus.

Mervel a eure d'ar 7 a viz maë 1940.

E berr gomzou, Fañch ar C'huziat a oa eur gwir Vreizad da vezan meulet gant eur bluenn gouziekoc'h eget va hini.

ALFRED GOASDOUÉ

Pardonioù hanter-eost

Er sciz Avel, war « la Bretagne » an 30 a viz eost diweza, diwar bluenn Lan hag Herve, hon eus kavet kement-man :

Koatkeo


O douster an oferennou, en eur chapel, Eur chapelig didrouz, e maeziou Breiz-Izel ! Calloc'h.

Morse n'em eus bet tanvet gwelloc'h ar gwerzennou kaer-se, eget en deiz all, duhont, e chapelig koant Itron Varia Goatkeo e-mesk ar gwez hag ar glaster, leun a hiboud hag a richan dindan lagad laouen flamm heol benniget an Aotrou Doue.

Koatkeo ! Anavezet eo al lec'h dudiusse gant ar wir Vretoned. Anavezet eo e chapelig, eur bravig a chapel keltiek gant he zourig mibin a strink a-u d'ar gwez e dri c'hloc'hig nevez flamm gant o mouezioù sklantin a red en traoniennou glas gant hiboud an dour hag a bign evel ezans betek uhelda kribennou noaz ar meneziou moal.

O chapelig dispar ! Lec'h a žouster hag a zudi e donder stankennou sioul Menez Af, baradozig en eur bed dall, fallakr ha kriñ, bez ez out ha bez e vezi eun testeni splann eus kafantez don ar wir Vretoned evit Mamm zant hon Aotrou Krist ; bez ez out ha bez e chomi er c'hangvedou da zont eun daolenn veo eus istor surzudus hon Tadou, evel eun tour-tan skedus a vod endro d'ezan an holl Vreiziz emskiantek evit stourmad bras adsavidigez hor Breiz.

Stouet va fenn dirak an Osti Sakr o lugerni etre daouarn ar beleg a-us d'ar c'halour alaouret, e keit ha ma c'hourouz an durzunell e-mesk ar skourrou glas, eus eus goulenet digant an Holl-C'halloudek, skuilha frank e vennoz war ar stoumer kalonek ha didrec'hous, diazezour ar chapelman ; war an holl Vretoned a volonteze vat, entanet o spéred hag o c'halon gant an youl kaer d'adrei d'hor Breiz eur c'horf hag eun ene kaeroc'h, yac'hoc'h ha kristenoch eget biskoaz, war ar Vretoned se ivez, yaouankizou niveus, niveus, lous




o c'halon, dall o spéred, pennou goulo ; peurliesa, darbaret hepken gant o flijadur, gant o c'horf.. dihcntchet ha dirollet gant iud fall hag a gred ober mat o labenza hag o flastra ar pep gwella a zo e Breiz...

Plijet gant ar Werc'hoc'h vat e ve bet se-lacut va fedenn.

An Aotrou Andreo Dezarrois, mirour ar mirdieu broadel, (conservateur des musées nationaux), o'ch ober sun dro e Breiz-Izel, a zo bet teurvezet gantan diskenn betek Koatkeo, d'ar 15 a viz gwengolo diweza ; roet en deus alioù mat ha kerkent ha ma vezo gellet o heulia e vezo kavet kals kaeroc'h c'hoaz al lec'h benniget-se gant ar bardonerien eget n'eo bet kavet betekhen ; bennoz Doue d'ezan evit kement-se hag evit an aked a laka da groul e kevredigez ar Bleun-Brug kevrenn harperien chapeliou koz hor Breiz.

Tro hon devezo da zistrei war gement-se hep dale.



AR VOUZEREZ

SOAZIG (*Degouesout a ra war ar c'hoariva en eur ouela. Eur mouchouer a zo ganti war he daoulagad. Rodek a ra da bokat d'he mamm..*)

— Va Doue ! Va Doue ! Mamm vat. Pebez rann-galon d'in-me ! (*gouela fors a ra*).

AR VAMM. — Petra ! Petra ! Te amañ h'zio ! Petra 'n diaoul a zo o c'hoavezout ganes 'ta merc'h ?

SOAZIG. (*o ouela*) — Me jomo amañ hiviziken ; n'em eus c'hoant ebet ken da vont da di va mamm-gaer.

AR VAMM (*droug enni*). — Petra petra lavarez, kanfartez ? (*kroazia a ra he divrec'h*). N'eus ket tri miz c'hoaz abaoe ma 'z out eureujet, ha ez out skuiz dija gant da c'hwaz..

(*En eur skei war an daol*) Sell, klocherez ma 'z out... n'out nemet eur penn-skañv, evit lavarout da hano mat d'it ! Ha perak n'en em blijez-te ket en da di nevez ?

SOAZIG (*o ouela*) — Yannig a vez mezo... ha neuze e wallgomz d'in !

AR VAMM (*o c'hoarzin, troet wardu an arvestourien*) — Setu aze eun am-pouailh lous avat !

SOAZIG — En noz e rankan sevel da ober grog d'ezan.

AR VAMM (*o kroazia he divrec'h*) Setu aze eur pez lapin avat hag a zo poan gantañ.

SOAZIG — Mont a rankan da ger-c'hat gwin' d'an aotrou alies en noz, pa vez serret an ostaliriou.

AR VAMM (*o c'hoarzin, troet wardu an arvestourien*) — Han ! Klevet hoc'h

eus biskoaz, va zud keiz ! (*d'he merc'h*) Setu aze eun diskrouger anduilh d'it-te avat, Soazig.

SOAZIG (*o ouela*). — Alies ne vez ket eul liard toull en ti, hag e rankan prena « bifteck » d'ezan war dermen.

AR VAMM. — Setu aze eun hinkin d'it-te, va merc'h kaez !

SOAZIG — Alies e rankan sevel en noz da frita viou d'ezan, mamm.

AR VAMM — Ha perak out aet gantañ, genou plankenn ma 'z out ?

SOAZIG — N'ouzon ket, mamm.

AR VAMM (*droug enni hag oc'h istribilhat he merc'h*) — N'ouzout ket ? N'ouzout ket ? Mat, evidon-me n'ouzon ket muioc'h, sur a-walc'h... penn... penn hinkin !

SOAZIG (*disrouk*) — Abalamour ma 'z eo eur paotr brao, mamm.

AR VAMM (*o c'hoarzin, troet wardu an arvestourien*) — O !... evit eur paotrig brao eo avat, sapretoutik !

SOAZIG (*o c'hoarzin ouz he mamm*) — Abalamour m'en deus bleo frizet, mamm, ha moustachou melen.

AR VAMM — A ! m'hén douete !... Ar bleo frizet hag ar moustachou melen a blij d'an itronig ! Hopala ! Ha koueskoude, merc'h :

Nag ar bleo melen, nag ar goantiri, Ne lakaont ar pod da virvi.

Evel a lavare hon tud koz, tud fur, gwechall :

Gwelloc'h ez eo eur madig Eget na deo eur braoig.

O klask leunia an ti a vraoigou E kouez er fank kals merc'hedigou.

Ha te, peogwir out eureujet, tri miz 'zo, d'az kere kamm, e c'hilli chilgammat d'e heul epad da vuvez. Gwaz a ze dit pa n'ec'h eus ket selaouet mouez da dad ha da vamm pa lavaremp dit chom amañ ganeomp da labourat hon tamming douar.

SOAZIG (*o ouela*) — O ! mamm, mamm baour ! Kemerit truez ouz ho merc'h. Yaouank oan ! Ne ouien ket petra oa an demezi.

AR VAMM (*didruez*) — Taratata ! Peoc'h din-me. Eureujet out. Lavaret ec'h eus ya d'ar beleg ha d'ar maer. Ne felle ket dit senti ouzomp-ni da dud, ha setu ma vezø ret dit ober gant da vonomig. Evel m'emañ emañ ! frizet pe di-frizet ; dit eo evit da vuvez.

SOAZIG (*ar-vouez kreñv hag o vousat*) — Ne din ket ! Ne din ket mamm ! Me jomo aman da labourat douar. N'oun ket goest da ober netra vat ebet d'am mamm-gaer. Ne glevan nemet « fle penn » amañ, « limouzennig » aze, « kamambre divalo » ... O va Doue, va Doue, mammig kaez !

AR VAMM (*dichipot hag o tishouez an nor*) — Alo ! kanfartez, er maez ! er maez eus va zi, pa lavaran. Re ziwezat emaout o tont amañ d'en em glemmouzin-me, bremañ, p'out eureujet d'az frizetig. Er maez, er maez !

SOAZIG (*oc'h azeza da vousat*) — O ! mamin, mamm ! me 'vevo amañ

diwar bara ha dour kentoc'h eget mont da... da... da...

AR VAMM (*o vunta warni etrezek an nor*) — Sapre mil mouzerez ma 'z out !... Fanch ! Fanch ! e-pelec'h emaout ? Deus aman 'ta da entent ouz da vouzerez ; deus 'ta buan !

(*Pa glev gervel he zad, e sav Soazig hag ez a kuit en eur ouela*).

AR VAMM (*o komz ouz an arves-tourien gant eun aer goapus*) — Me hen desko da zont da di he mamm da vouzat, tri miz goude m'eo eureujet d'he zamming kete, marc'hadour boteier-ler, du-se e Landerne. Gouzout mat a rae, a-raok ma oa dimezet, e lonk he gwaz teir barriennad win er bloaz... Hag e ranke e gaout evelato... hag e ouele... ec'h hiroude... Ken na oa eun druez he c'hlevout... Kement a c'hoant he devoa da vont da jom da Landerne ha da veza anvet Madame Bistrag.

Mat 'zo graet d'ezi... Kement-se a so mat da bounnerat pennou skafiv ar merc'hed a hizio. Poan a rankont da gaout. (*Soazig a zo ar dreñv an nor, mouzat*). Petiaoul ! n'out ket aet kuit c'hoaz ?

(*Soazig a seu tre hag a red endro d'an daol, he mamm war e lerch gant eur skubelenn o hopal* : Kerz d'ar gér 'ta, madame Bistrag !

(Mont a reont o-dion diwar wel)

Ar zent hag ar gwenan

Sant Divi, eskob Meneo, eo paeron bras Breizh Bro-Gembre ; unan eus e venec'h eun iwerzoniad, e anio Madonnoc, n'oa ket gouest, en e gozni, d'en em zizoher eus ar c'hoant da welet, eur wech all c'hoaz, biñ e c'hiniyeleñ. An holl dud koz, ne vern a bevro int a zo evelse : c'hoant a zav gan-to da verval el lec'h mia vezont bet ganet.

Madonnoc, a voe roet aotre d'ezan gant sant Divi da zistrei da vro e gavell hag e pignas war eul lestr a dilee e gas da Iwerzon ; met, a-vec'h ma oa pignet ennan ma teus holl gwenan ar manati war an aod hag ec'h en em vodjont war ar wern-gorn.

Madonnoc, o diskuilas da Zant Divi hag a glaskas o lakat, da vont en dro d'o liorzh, met, kaer en devoe poania ne deuas ket a-benin da ober d'ezo distrei d'ar gér ; al loenedigou askellok n'o devoa ket graet a le da zenti, evel ar venec'h, hag e chom-jont el lestr hag ez ejont gant Madonnoc da enezenn ar Zent.

Abaoe an amzer-se e kaver gwenan e Iwerzon ; dañ a lavañ n'o c'hayed ket


"Penijenn Doue"

« Pcenitencia Domini », Penijenn Doue eo kenta lestr naonedat anavezet, eme Alan Gourdet war « La Bretagne » ar 15 a viz gwengolo ; e storier oa Herve ; kas a eure ar Vretoned da zeizvet brezel ar groaz d'an Egypt, er bloaz 1248 ; Per Maucerc, an Dug, a oa en o fenn.

Epad m'edod oc'h ober an treiz e veze sonet an trampilhou, bemdez, diouz ar beure, ha lavaret eun oferenn « sec'h », da lavarout eo eun oferenn hep pepennou ar gensekrasian ; diouz an noz, a-raok en em rei da gousket e veze saludet ar Werc'h-hez.

Per Maucerc a varvas war ar mór p'edo o tistrei eus an douar santel, e deiziou deweza miz mae 1250.

E gerf a voe sebeliet e iliz sant Yved Braisne, e kichennik Soissons.



PAJENN

AIR MESTR-SIKOIL

STAGOMP ADARRE.

Setu m'emaomp adarre, krog mat en eur bloaz skol nevez. Dirazomp emañ hor skolidi, darn anezo anavezet mat, darn all nebeut a-walc'h evit c'hoaz. Ouz moger ar c'hlas hon eus peget, en eur plas a zoare, eun « implij amzer » skrivet sklaer, evit pep devez eus ar s'zun. Eul lodenn frank ha ledan a weler eno roet d'ar galleg. Daoust, avat, ha n'eo ket bet ankounac'haet rei e lodig d'ar brezoneg ? Eun *eurvezig* bep sizun a c'houlenner evitañ. Eur eurvez'g ! re nebeut gwir eo. An' eurvez-se, koulskoude, a rafe burzudou ma karfe pep unan he lakaat da dalvezout kement ha ma c'heller.

Meur a hini a zo c'hoaz, marteze, hag a lezo pe a glasko lezel a gostez o c'hen-tel yrezonek bep sizun, hag hi ordrenet gant an Aotrou 'n Eskob. Perak ? Marteze, dre ma n'o deus ket ar re-seour-se fiziane a-walc'h enno o-unan, ar pez a zo fall, pe c'hoaz dre ma n'ouzont ket penaos en era gernerout, diouiziek evel ma z'int war yez o c'havell.

Kement-se a chellef beza bet eun d'garez mat bremiañ 'z eus daou vloaz, met nann en deiz a hirio pa'z eus eul levr ken sklaer ha ken aes evel « *Me a zesk brezoneg* » (1), ha ne c'houlenner a-berz ar mestr pe ar vestrez, nemet eun tam-mig bolonbez vat hepken, dre garantez evit Doue ha Breiz.

Darn, avat, o deus al levr-se abaoe daou vloaz d'ja ha n'ouzont mui marteze, penaos tenna anezañ eur gelennadurez nevez evit o bugale. Evit ar re-se ez eus cul levr all war ar gwerz ; n'eo ket echu c'hoaz, avat, na tost. Da c'hortoz, setu amañ penaos e vez gellet lakaat « *Me a zesk brezoneg* » da veza plijus ha tal-voudus evit ar skolidi goa.

(1) « *Me a zesk brezoneg* » e gwerz e skol santez Barba e Rosko.

Ev't ma c'hello ar vistri sevel o c'hen-teliou evel ma tiskouezimp amañ, e veze mat d'ezo kaout :

Dictionnaire breton-français ha Grammaire bretonne gant R. Hemon, e gwerz e « Skridou Breiz » 36, rue Traverse Brest hag el leordiou breizek.

Kentel skouer

Kemeromp M. A. Z. B. er bajenn 44 :
YANNIG HAG E GAZ.

DA GENTA : Lenn ha rei da gomprent a lennadenn.

AR POZ KENTA

1°) Ar mestr a lehn araok ar vugale, a vouez kreñv ha distagell mat.

2°) Lakaat a ra meur a skoliad da lenn en eur o difazia mar deo ret.

3°) Displega a ra ar geriou diés : **Daou gloc'hig** (daou gloc'h bihan). Keñveria 'ra « *kloc'hig* gant Yannig », hag e tenni achano eur reolenn (règle).

E-skouer : (a-istribilh) — Evit ma kom-preno mat ar vugale e lavar : « Yannig a zo azezet war dreuzou an ti — Yannig a zo daou gloc'hig e-skouer... — Yannig a zo e gaz bihan en e gichen. »

4°) Lakaat a ra **meur ha hini all dà lenn**, hag evit echui an holl a lenno **asambles**.

EIL POZ

Ar mestr a ra evit an eil poz, ar pez en deus graet evit ar poz kenta.

DISKLERIADURIOU : **Ar e'haz 'ra** (ar c'haz a ra) ; ar virgulenn-grec'h (apostrophe) a zalc'h plas ar rannig-verb. A-hend-all e veze bet eun troad re er wezzenn.

Flourig : a deu eus flour (doux au toucher) ; a zo d'an daouarn evel voulouz. — **Ma kred Yannig..** (Yannig a gred eo karet gant e gaz).

TREDE POZ

DISKLERIADURIOU. P'en deus (pa en deus). Ne vez ket lakaet a er ger evit ne vo ket diou vogalenn keñver-ha-keñver. Ar virgulenn-grec'h a zalc'h e blas.

... du kavet : (p'en deus ar c'haz kavet e du, an doare vat da laerez ar grampoe-zenn) — **Skrapet**, (eur ger nerzus ha taolenius tre, da lavarout en deus ar c'haz diframmet ar grampoezenn a-dre daouarn Yannig, dre eun taol treiserez) ; al laeron vras, an dispac'hierien, a vez anvet : **pao-tred ar skrap**.

(1) « *Me a zesk brezoneg* » e gwerz e skol santez Barba e Rosko.

A dap hed e c'har, (a dec'h kuit en euf astenn e c'har keit ha ma, c'hall).

PEVARE POZ

DISKLERIADURIOU : **Difaziet** : deuet er-mæz a fazi. — **Da' hopal** : (Yannig en em lak da youc'h, da grial) — **Me' sonje...** (Me a sonje e oas eur mignon d'in). — **D'am c'hrampoez eo** ; (n'eo ket d'in eo ez oas mignon, met d'am c'hrampoez). — **Tamm ampoezon** : (ampoezon fall).

POZ DIWEZA

Eur p'hoz mignon ; **koz mignon** (mignon fall, didalvez). **Mignon koz** (vieil ami). **Koz** pa vez araok an ano a dalvez da lavarout : **fall, didalvez**.

Goude beza studiet piz evelse pep hini eus ar pozioù, e vez lennet ar pennad en e bez gant daou pe dri skoliad, ha goudeze gant an holl asambles.

YEZADUR

1. - **Kemmit ar werzenn genta en doare ma c'hello beza lavaret hep ar geriou** : **an ti**.

Respon : Azezet war an treuzou : Eun ano hag en deus eur renadenn (complément) a vez implijet hep ar ger-mell. —

2. - **Petra eo ar ger** : **krampoezenn** ? - R. (Eun unanderenn, (singulatif). - Pehini eo e liester (pluriel) ? - R. (krampoez).

3. - **Skrit an holl c'heriou eus ar poz kenta hag a zo enno eur c'hemmadur** (mutation).

R. (dreuzou, gloc'hig, grign, grampoe-zenn, gaz, gichen).

DASTUMOMP

Geriou ha troiou-lavar nebeut anavezet

ABATI. « **E-kreiz an abati...** » diwar-benn eun dra bennak ha n'eman ket en e blas, hag a zo war an hent e-kreis eur gambr, eul leur, etc... Da skouer : « er gegin e oa eur zailhad laez e-kreiz an abati. » (Gorre-Leon).

BALE. « **moc'h war vale** », moc'h krenn. Da sk. « Ar moc'h bihan a oa fall warno : ar moc'h war vale avat a oa priz mat warno. » (Kemeneven).

BAZ. Kontrol da « **zoun** » pa vezet oc'h arat : « Re zoun ez ez, kea basoch » (Kleder).

BOUTAD. a. g., pennad amzer « **eur boutad mat oun chomet eno** ». (Skaer). Lavaret e vez c'hoaz eur **hallad** mat.

CHATI, CHATIA, poan, diaezamant, « chati am eus gantan, chatiet oun gant va gar fall. » (Kleder).

KLAK. 1) « **rei klak da un. b.** » : skei gantan. (Gorre-Leon).

2) pri, boulhenn, « **klak a zo war an hent, tapet em eus klak o tont d'ar yourc'h** » (Skaer).

KOLL-SOUNN. Pa vezet er mor pe en eur ster ma n'hellez mui steki an freid er strad hep beza goloet ar penn a lavarer : koll-soun emaoun, aman ez eus koll-sounn evidoun. (Kleder)

4. - Skrivit ar geriou-se hep kemmadur : R. (treuzou, kloc'hig...) 5. - Lakit an eil poz e liester (au pluriel) en eur lavarout : ar mere'hed, e-lec'h Yannig.

R. (Ar c'hizier a ra chiboudou ken brao, a astenn... o fao... ar merc'hed o deus o c'hizier evito eur...) 6. - Perak ne vez ket lavar : karantez bras ? R. (abalamour karantez a zo gwregel : féminin.) Lavaret e vez : eur paotr bras ; eur verc'hig vras.

AR MENOZIOU

1. - Perak e ra ar c'haz chiboudou ? 2. - Hag anaout mat a ra Yannig e gaz ? Perak ?

3. - Petra sonjite eus kaz Yannig ? Ha brao eo ober eveldañ ?

4. - Ha bez ez eus tud hag a ra evel Mi-rouz ? Penaos e vez anvet an dud-se ? (pilpouzed (hypocrites) - treitourien, tud tréis).

5. - Kontit eun istorig hag a vo enni den treiset gant eun all.

6. - Pehini eo ar gentel roet d'comp gant istor Yannig hag e gaz ?

Evel just, ar skolidi n'int ket c'hoaz kreñv war ar brezoneg, a zesk mat, araok kregi gant an eil lodenn, holl genteliou deski-lenn al lodenn genta eus « Me a zesk brezoneg ».

AR SKOLAER

AR BRUZUN

KOUNDOUN : Dounder an douar labour en eur park. « Gwelloc'h eo chom baz gant an alar, er park-man n'eus ket kalz a goundoun. (Kleder)

KLASK : esaat, amproui « **Da vedi eo aet d'an ti all, hirio e vo klasket, du-zé ez eus paotred vat.** » - « **Klask an nerz** » : gwellout betek pelec'h e cheller mont gant an nerz, (Kleder)

KRAF, KREVIOU, liamm plous gweet da lakaat war ar berniou plouz pe foenni. (Plouziri). E Gorre-Leon e leverer amar, emerrou.

KERCH « Eun tokad kerc'h en deus paket ». Eur plac'h yaouank, er zal-dans, he deus dinac'het outan mont da ober eun dro-zans gantan. Pa vezet graet eun seurt taol-dismegans d'eur paotr-yaouank e c'helle heman, hervez ar c'hiz, distaga eur flac'h, eur gravanaid gant ar plac'h yaouank.

KEMENT-ALL. « **wař e gement-all eo aet** », gwasoc'h eget biskoaz, en eun doare iskiz eo troet (gant an dra-man, gant an dra-hont). (Kleder)

« **Tri c'hement all** », teir gwech kement all « **laka tri c'hement all d'in** » (Kleder).

CHAMPALAT, dont ha mont a-blaz. Eur vioc'h a zo klanv, dont ha mont e ra en he speurenn, champalat a ra. Eur

KELEIER AR MIZ

marc'h en deus sachet diou pe deir gwech war e garrad hep gellout e loc'h, bremen e teu hag ez a ; ne zacho ket mui, ne ra ne-champalat. (Kleder)

DEUR. Poan, chati. « Deur am eus gan-tan ». (Skaer)

DÉTOURL. Lakaat da gavout. « Piou en deus detouret ar mevel-se d'it ? ». (Kleder)

DIGERI. « Digoret en deus e vrec'h », distreset, forest. (Kleder)

DISTER, ret, dao. « Dister eo d'in mont » mont a rankan. (Kleder)

DIFERI : dinac'h « ne ziferan ket mont ». (Kleder)

DIC'HOK : diboan « Eur marc'h-houarn am eus prenet ; bremen e vo dic'hokoc'h l'in mont d'ar vorc'h ». (Skaer)

EMZAV : aes en em denna, aes en em denna gañt « emzavoc'h eo beza daou pe dri, emzavoc'h eo ober tan gant glaou eget gant keûneud, emzavoc'h benveg eo ar falch' eget ar falz da drouc'ha foenn ». (Kleder)

FRAPP sachadenn - eur frapp krenn. (Kleder) ar verb frappa n'eo ket anavezet e Gorre-Leon, e Pont 'n Abad avat e vež impljet.

FRAPPAD : pennad, frappajou zo h'or ket evit terri e gouarna. A frappajou : a bennadou, a vare da vare. (Kleder)

FRI-KERLEN (ar zillabenn ziweza a vez distaget evel ar ger gallek : lin), den selletaer, a laka e fri e pep lec'h. (Kleder)

GWARNAJ : tresadenn evit ficha ; eur gontell, gwarnajou koevr warni. (Kleder)

GER : paka e ger : asanti dioust d'eur c'hinnig, d'eur miennad, d'eur marc'had, mil skoued am eus goulenet evit va bioc'h ha paket e ger dioustu. (Kleder)

HEDENN : aes en em denna gañtan. Hedennoc'h benveg eo heman. (Kleder)

LAVIG, LAVIGAT : fical, finval, třei ha distrei, mont a dont, n'eo ket maro; lavigat a ra c'hoaz, awochou lavigat a dalv evit mont ha dont gant prez, gant eun farnig dizurz : eur pez lavig 'zo ganto, lavigat a reont avat ! (Kleder)

LANN. Chom war al lanj : chom dilabour, chom hep ober koumanant. « Kalz mevelien a zo chomet war al lann da foar ar begou - foar ar c'houmanantou - (Skaer)

LOARIET : avalou-douar loariet, glažet o chom war an douar goude beza tennet. (Plogonneg), moarvat abalamour ma tamaller al loar da c'hlaza an àvalou-douar.

MARO, A-VARO : hep strons na frappad : sevel eur pouez a-varo. (Kleder)

NOAZ. Gwin noaz : hep berad douř ebet ebarz. (Skaer)

PIGELL : aman e savo pigell hep dale : aman e vo prez gant an dud, prez gant di-zurz. **PIGOS** en deus an hevelep ster. (Kleder)

PELUC'HA. Kribina (al lin). Daou ha daou e vezed o labourat al lin, eur gwaz hag eur vaquez, ar gwaz a vîaee (distaga ar bluskenn), ar vaquez a beluc'hant ar beluc'henn ; heligenta a veze etre an daouiou da welet piou en defe ar c'haera lanfas hag a labourfe ar buanâ. (Kleder)

REPAS : paka eur repas, beza kannet, paka bazadou. (Kleder)

REBARDI OUZ : derchel peñn da unan bennak dre veg. (Kleder)

RAMPA. Rampa ra e c'henou : c'hoarzin a ra a galon vat betek digeri bras e c'henou. (Kleder)

SPI. Skiant, sonj vat : spi en deus bet da zont aman hirio. (Kleder). E Gwitevede e vez distaget spri.

STROPA : stropa unan bennak pe eun dra bennak ouz u. b. : en em zizober anezan en eur zamima pe garga eun all. Stropet em eus va c'hoar vihan ouz va b'reur. A vez lavaret c'hoaz pa vez gwercet pris bihan, stropet em eus va marc'h outan. (Kleder)

Arabat kemeroù ar ger-se evit stroba, luga, strobet eo ar foenn. Eur strobet : a vale fall, en eur steki e dreid an eil ouz egile, en eur deurel e droad a-dreus.

Pa vezet o wedi strob-distrob, ez aer da genta war araok hed-a-hed d'ar c'has : stropa, ha goude-ze e teuer endro en eur zastum an dramm : distropa. (Kleder)

SKLAK. War ar sklakig : wañ ar pouezig. (Kleder)

SIKOUR. En em zikour ouz, en em zi-fenn ouz ; n'eo ket evit en em zikour ouz an anoued. (Skaer)

STOK. A stok-varc'had : evit eur pris izel kenan. A stok-korf : a stok e gorf eo kouezet, en eun taol, en eur pez, d'an trojou. (Kleder)

SKEI. Skoit a-dreus dre ar park : Ober hent. Dre Vrest eo d'eoc'h skei evit erruant kentoc'h. Ar prenestre a sko war ar pořz. (Kleder)

STAGA. Staget hoc'h eus ho kole ? Gwerza hoc'h eus græt ? Eur c'hole gwæzet a veze staget ouz eur ruilhenn hag ar perchenn aes d'ezan mont da vale. E foar ar begou evit goulenet gant eur mevel ha graet en deveze koumanant, ha foar en devoa graet e veze goulenet outan : Staget ho peus ho kole ? (Skaer)

SELLT OUZ AN HEOL. Douarou o sellet ouz an heol, douarou hag a jom hep beza labouret. (Skaer)

TRO JOU. D'an tro jou pe d'an trojou gant ar pouez mouez war ar zillabenn ziweza : a stok korf. (Kleder)

TRO-LIBO. C'hoari tro-libo da un-ben : paseal araok eun all, a enep tro. (Kleder)

TOUAN. Aet e touan, aet da netra. (Kleder)

V. FAVE

Kenta Kendalc'h Kenvreuriez ar brezoneg

Kenvreuriez ar brezoneg a zo bet krouet e Kemper, d'ar 27 a viz gouere, warlene; levit kendalc'h ar Breiz ar vad a fæ gwechall ar Vreuriez savet e Landerne, d'ar 25 a viz mae 1899, gant an Tad Kaourintin ar Guen, eus a Gerveneat hag an Aotrou Due person Sant Vaze Montroulez dindan an iano a « Oeuvre pour la préservation et la diffusion du breton » hag e oa ar Feiz ha Breiz nevez he c'hannad.

Kenta kendalc'h Kenvreuriez ar brezoneg a vodas etre pemp ha daou ugent hag hanter kant beleg pe gloareg e Landerne iveau, d'ar c'henta hag d'an daou a viz gwengolo ; an A. Joncour, en ano an Aotrou 'n Eskob a rene an divizou, en dro d'ezan an A. chaloni'r Ster, hag an A. chaloni Coetmeur, ensellerien skoliou kris-tien eskoftioù Kemper ha Gwened.

Eur c'hendalc'h oa hag a oa bet urziet dreist gant e zekretour, an A. Guivarc'h, an A. Bourdelles, eus skol Sant Joseph Lanuon, an A. Floc'h, Kure Itron Varia 'n Wir Zikour Gwengamp hag an A. Le Clerc, kure Ploubér, a oa deuet da rei kelou hag harp Bro-Dreger.

Ar studiadenn diwarbenn an brezoneg er c'helaouennou hag er skoliou a zo bet graet holl e brezoneg ha fizioù a c'heller e teuy suliou ar brezoneg aozet eus an eil penn d'egile da Vreiz-Izel a-benn da lakat Breiziz da ževel war o zreid da zifenn da vat yez o zadou hag eur yez gwella ma vez difennet eo ouz he c'homz ouz he c'hana hag ouz he skriva ken alies gwech ha ma vez tro d'hen ober.

Gonde beza klevet kenteliou mat ha sklaer an A. Falchun, setu amañi evel m'eo bet lennet, ar miennad, savet da gloza o divizou gant ar veleien a gemeras perz e kendalc'h Kenvreuriez ar brezoneg :

Eur pennadig eus eil ha brasa kuzulig Fatima

Setu amañi, hervez Lusia, petra lavaras d'ezi ar Werc'hez : « Tostaat a ra fin ar brezel, (an Itron Varia a gomze d'an 13 a viz here 1917 hag ar brezel e oa ano ganti oa ar brezel 1914-1918), met ma ne ehaner ket da bec'h, ar Pab a deuy warler'h an hini a zo bremen ne vez ket bet pell war gador sant Per, ma vez gwelet ar gristenien o staga gant eur brezel all. »

« Pa weloc'h emn noz sklerijennet gant eur sklerijenn ne anavezit ket, (gourruzell babil an Hanter-noz, an « aurore boreale » a vœ gwelet en noz etre ar 24 hag ar 25 a viz genver 1938) ar sklerijenn-se a vez ar merk a ro Done d'eoc'h da anaout ematost ar bed, adarre, en abeg d'e bec'h eou bras, da veza kastizet, d're ar brezel, ar

Vœu de clôture lu par M. le chanoine Joneour, vicaire général de Quimper, et approuvé, sans opposition, par les soixante congressistes.

« Les Congressistes réunis à Landerneau pour l'anniversaire de « Kenvreuriez ar Brezoneg », association diocésaine du clergé de Quimper pour la défense du breton : 1^e) Emettent, le vœu que soit bientôt eré, pour les trois diocèses bretonnants, un organisme interdiocésain chargé de coordonner l'action des trois diocèses sur le terrain culturel breton, et concernant le problème linguistique en particulier ;

2^e) Préconisent, au sujet de l'orthographe de la langue bretonne, le maintien du « statu quo », en attendant une solution satisfaisante du problème de l'unification ;

3^e) Unanimes sur l'intérêt que présente cette unification, demandent que la question soit mise à l'étude, et adoptent à ce sujet les principes exposés par l'abbé Falchun (d'Antony), après entente avec M. Pierre Le Roux, professeur de celtique à l'Université de Rennes ;

4^e) Font confiance à l'abbé Falchun pour présenter, dès qu'il le pourra, un projet d'unification sur lequel, avant réalisation définitive et mise en application dans les écoles, tous les intéressés pourront donner leur avis. »

Fizians hon eus e téuy Breiziz, da studia doun ha piz, gant skoazell an A. Falchun, kudenn o yez, evit ma c'hellint en em glevet da vat pelloc'h, rak evel a skri've Emile Ernault e Feiz ha Breiz 1930, a zo re wir :

Ne chomo en o sav broad tud, tiègez,
Sevenadur na yez

Ramnet o diabarz gand an dizunvaniez.

gernez, gwaskerez an Iliz hag ar Pab ; evit mirout ouz an dra-se e c'houlequin ma vo gouestlet ar bed d'am Chalon Dinamm ha ma vez graet eur gominion a zigoll, bep sadorn kenta'r Miz. »

« Ma selaouer va fedenn, ar Rusi a zistroi d'ar gwir feiz hag ar peoc'h a vezosinet ; ma n'am selaouer ket, tud fall a skigno dre holl a bep seurt gevier hag a lakay brezelioù hag heskinerez da zevel ; kals kristenant vat a vez morzeriet : an Tad Santel en deveze kals poan da c'houszanv, menr a bobl a zo hag a vez pulloù... met an trech, er fin, a jomo gant va Chalon Dinamm. »

Ar c'horzou-se a zo bet moulet gant autre vikel vrás Kér ar Vatikan.



GOUELOU 75^{vet} BLOAVEZ

Kurunedigez

Santez Anna Wened

N'eo ket ar skeudenn goz a oa bet kavet gant Yvon Nicolazic, d'ar 7 a viz meurz 1625 eo a zo bet kurunet e Keranna, rak ar skeudenn-se a oa bet devet, e Gwened, gant an dispac'hien ; eun tamm hepken eus ar penn a voe gellet da zavetei hag e welet a'reer e sichenn ar skeudenn nevez. Houman a zo bet benniget d'ar 7 a viz meurz 1825 bag houman ives co a voe kurunet d'an 30 a viz gwengolo 1868, gant an Aotrou Bezel, eskob Gwened.

E gouel an 30 a viz gwengolo diweza e c'helled gwelet, e Keranna, holl eskebien hag holl brefidi Breiz. Eiz strollad glaziked, eus Plonevez Porzay, en o dilhad kaera a zouge banniel santez Anna ar Palud.

Ra deurvezo gant an Itron vat Santez Anna diouall ke Breiziz diouz pep droug epad an gwall varr-amzer-mañ a ra e reuz pevar blosz a zo !

Dismant ar Naoned

Goude Brest, an Oriant, Sant Nazer, Montroulez, Roazon, ha meur a ger all setu digouezet tro an Naoned da veza flastret a-benn toir gwéch gant bombezennou an Amerikanek hag ar Zaozon.

Ouspean mil eus he bugale a zo bet lazet ; eleiz all ne oezez ket petra int deuet da veza ; tiez a viliadou a zo bet diskaret hag ouspenn kant mil den o deus kuitaet o c'her e dismantre.

Ra deuy Breiziz war zikour Naonédiz, evel ni kas goulenn an A. Dupard, prefed meur Breiz.

Framm keltiek Breiz

D'ar 25 a viz eost diweza ar Framm Keltiek en deus graet eur c'hendalc'h bihan e Gwengamp, evit studia dreist holl ar c'hudennou man : Ar brezoneg er skoliou, ar c'heleouennou, brezel ar Post-torfejou an alköl e Breiz...

Heuliet e voe gant eur c'hantad a vrezonegerien, eus Bro-Dreger, Bro Leon ha Bro-Gerne. Kendalc'h bihan evese a vo graet e keriou all c'hoaz edoug ar mizou a zeu. Eun dra vat kenan eo evit rei tro d'ar vrezonegerien d'en em voda evit studia a-gevred al labour da ober.

Eur pennad kaer

war Parlament Breiz

War « L'Illustration » eus an 18-9-43 hon eus kavet gant plijadur eur pennad Bourrus kenan skrivet gant hor c'henvroad G. G. Toudouze, war « Parlament Breiz » e Roazon. Ar skrid a oa gwisket kaer gant luc'hskeudennou dañm moulet e liou. Hor gwella gourc'hennou d'an Ao. Toudouze..

17^{vet} Kendalc'h flamank

Kevredigez « Vlaamsch Verbond Van Frankrijk » en deus graet e 17^{vet} kendalc'h e Rijsel (Lille). Hor mignoned flamank o deus goulennet dreist holl ma vije savet ives en o bro eur skolaj flamank evit ar vistri-skol evel ar skolaj Brizeug savet e Breiz, en hañv-man.

KANVOU

Erbedi a reer ouzoc'h daou eus hol lennerien feal :

Joseph Léon, maro e Plouvien, d'an 1 a viz gouere 1943, d'an oad a 38 vloaz ;


Yann Bricler, maro e Kemper d'an 3 a viz gwengolo d'an oad a 42 vloaz

Doue r'o fardono. Sent Breiz pedit evito.

EURED

D'an 21 a viz gwengolo, Rener « Feiz ha Breiz » en deus benniget e iliz Roazon eured **Roparz Caouissin**, mouler Feiz ha Breiz, hag **Annaig Herjean**. An Ao. Gantois, sekretour-meur ar gevredigez flandrezat « Vlaamsch Verbond van Frankrijk » a lavaras an oferen eured.

Gourc'hennou ha chans vat d'an dud nevez-se.



Rimadelloù bugale

Ho mammig 'zo danserez,
Ho tadig 'zo mezvier
Ha me, ar vatez vihan,
A ranko chom er gér.
Toutou, toutou, bihanig
Toutou, me 'gano d'eoc'h.
Pa teuy ho mammig d'ar gér
E roio chukig d'eoc'h.
Toutou, toutou, bihanig.
Toutou, me 'gano d'ai.
An holl dud 'zo 'klask ya merc'hig
Ha den n'en deus eomm (ezomm) anei.
Maradeg, pigelladeg,
Phlc'hadeg ha dournadeg,
Kement labour 'zo er vro
Me 'oar holl o c'has en dro.
Eun tamm yod a z chomet
Hag hennez 'vo astommet.
Pasket e vo gant għau gant kraħi

Da rei d'ar mabig 'leiz e vañch.
Me 'leusko eur youc'hadenn,
Kerkent eur c'houitelladenn,
Kement lampon 'zo er vro
E Pont-Koblant 'n em gavo.
Piou a deu, me a ya.
Da goad Poull.Morgant da lusa.
Me 'zo bet ha deut en-dro,
Lakaet va zoaz ganin e go.
Roet boued d'am bugale
Ha prest da vont en-dro adarre.
Bisig marañ,
Ar c'haz 'zo klasiv.
Baligh, baleo,
Ar c'haz war an neo,
Mariig 'bareo.
Mouez ar c'ħleier da zeiz eur vadiziant
Tad meo, mamm glasiv.
(Dastunet gant Yeun ar Go, Gouezeg)

BLEUN-BRUG

Per Mocaer, 100 lur ; an A. de Pichon, Longueville, Paris, 25 lur ; an I. Charles Grall, ar Fret, Kraozon, 20 lur ; an Dimezell Mari a Gervenguy, 20 lur.



DIVINADENN

Cheun an Taouarc'h a zo enkroz warman.
Eul laer a zo o troidellan wardro e vereuri,
E pelech ema ?



Keit ha ma vevin e tifennin frankizou
an Iliz ha frankizou va Bro.

Sant Erwan.

« Ya ! ma Doue benniget. En despet d'am c'hozni,
Pa glevan lavarout : Breiz, va gwad a oar bervi ;
N'oun ket maro c'hoaz eta ; va bugale nec'het,
O devoa graet, e Kemper, eur bez' d'in re abred.

Ma yez a zo beo iveau e gencu ar Vreiziz.
E despet da valloziou an dud nay hag iskiziz ;
Pa varvo ar yez kaer-se, ez aio kuit ar feiz :
Kenavo d'al lealded a zo hizio e Breiz.

A-viskoaz em eus ar vrud da gaout eur penn kalet ;
Va giziou koz a garan ha n'o dilezin ket,
Ar Brezoneg hag ar Feiz ganin-me a chomo,
Keit ha ma vo mor em zro, em c'hreiz, mein ha defo.

« Mouez Breiz » Yann Vari ar Yann.

Breudeur omp dre ar ouenn, breudeur dre ar galon
Ni labouro bopred 'vit mad ar Vro vretion,
Vit he yez hag he feiz, he c'hoñvers e pep tra ;
Vo ket kemeret Breiz 'vit ar vro distera.

(Anna Mari Reparz, mamm Taldiz Jaffrennou)

O Feiz ma gouédadou, goulao uenn veñiget,
Sterenn a deu d'am heul ne vern pelec'h ez an,
Pegwir ho peus, betek hizio, ma ambrougat
Lugernit war ma zal betek 'n eur ziwezan.

Y. B. Calloc'h.

Esper ... Ya. Ef sent koz, er Varzed, er Rouane,
Evidomp dirak Doue a laver * fedenn,
Eun adsao a zo krenv p'en deus harp en neñv...
Rakse em eus flans, Breiz, en da blanedenn.

Y. B. Calloc'h (Dihunamb)

Breiz a zo gwelloc'h eget euf rann-vio.
Bez eo sur bobl, eur vroad wirion.
Breizit o deus ar pep reta da gaout da
genta evit stumma eur vro hag ez eo ar
YEZ.

Breiz eta, a zo euf YEZ, yez sakr hon
hendadou ;

Breiz a zo eur stumm-spered, eur stumm-
spared broadel, sounn ha ploumet mat :
eh doare-se, iveau, ez eo sur bobl, nann hep-
ken eur ran vro, met eur vroad hag he
deus bet he buehez hec'h unan, disparti ha
dieub, Breiz a zo eun Istor.

Hogen Breiz a zo iveau eun dra all,
c'hoaz, hag a-walch'h eo evit diskleria ar
garantez vro douget tre d'ez gant he mi-
bien :

Ouspenn ma 'z eo eur yez, eur stumm-
spared, eur bobl, eun Istor, Breiz a zo eur
Varzonfez.

Ma 'z eo eun torfed meuli ar garantez a
drid e kalon ar Vretoned evit o brô ha dis-
paka banniel Breiz, an torfed se am eus
graet hag hen anzav a ran, ha kaeroc'h
* zo, prest oün d'hen obeñ adarre...

Arzur de La Borderie

Ni Breiz, hon eus an euvad da
gaout eur yez, d'eomp hon unan, ha lava-
ret a ran eur yez en eur bellaat diouzin
ar ger dismegansus : trefoedach.

Diwallomp mat da dapout rebechou aï re
a deuio war hol lerc'h, en eul lezel da ver-
vel en hor c'halonou envioriou broadelez,
koz Breiz.

F. an Uhel, (1821-1895).

Ha ne d'eo ket eun dra souezus ha me-
meze evit Breiz na ve ket eun istor eus hor
bro skrivet e brezoneg ?

Kals ac'hanoç'h a anavez gwelloc'h Bou-
dedeo ha Genofea Vrabant eget an Dug
Alan, an Dugez Anna, enor ha gloar hor
bro.

N'eus nemed ar Vretoned a gement
he ouizont ket o istor ha koulkoudre n'eus
ket a istoriou ker kaer hag hi.

Al leanez Anna-Jezuz, aozerez Istor
Breiz, unan eus skrivagnerez ar Feiz ha
Breiz koz.

Ma teu diavaezidi a-benn d'he digriste-
na, d'he distaga diouz he beleien, diouz he
religion, diouz he c'hreansou kristen ne
vezo ket gwasoc'h pobl eget hini Breiz da
c'houarn, e nep lec'h.

An A. Gravéan
Eskob Kempfer, en e lizek Korzik 1846.

Ar Vretoned n'o deus ezomm nernet eus
eun taolig skoazell, eun taolig broad evit
dout da veza kenta broad tud ar bed.

Goule'h Mervan, kenta renar Feiz ha
Breiz, 1865.

...Arabab eo lavaret e vefemp maro.
Bretoned a zav estreget er baradoz hag
eun amzer a deuy hag e vez graet hol
lavarou ouzomp evel gwechall. En amzer
se, c'houi, paotred Breiz Uhel, a entento,
hep mar ebet, ar yez e komz enni ouzoc'h,
bremah, eur C'herneval, hag eus an ell
penn d'egile dâ Vreiz, kalon, yez, gwiskam-
ant, pop tra a vezoz breizat.

Anatol ar Braz.

Gwelet va c'henvroiz adkavet ganto
spared o gouenn ha Breiz nevez, kel lirzin
ha tra, o sevel war barlenn Breiz koz... se-
tu va youl.

Marianna Abgrall.

An Ankou digor e eskell,
A glask an tu da skei warnomp :
'Mañ ar giziou koz o vervel,
Dihunomp, paotred, dihunomp.

Y. B. Calloc'h.

...Ha pegouiz ta, pelloc'h, e tenno Brei-
ziz lorzh eus o bro, eus o gouezh, eus o
yez, eus o giziou, eus ar vuhez kristen ha
sasun, a renar e maeziou Breiz Izel ?...

An Tad Abgrall.

Komzit, kahit, lennit, krivit, deskit,
harpit, strewit ar brezoneg... ha Breiz a
vevo...

Eur bobl hep feiz hag hep yez, a zo eur
vag hep gwern hag hep stur...

H. Trehiou, eskob Gwened.

Jezuz ! Jezuz !
An ano-se a leverer bemdez e tiez soul
ar Vretoned, gant karantez ;

An ano-se a laouena hor re doc'hôr hag
evel unan toc'hôr e lavaran an and-se fi-
zio.

Jezuz ! Jezuz !
Choui hag hoc'h eus dazoñc'het merc'h
Jairus ha Lazar, ha mlab intañvez Naim ;
Deskit d'in ar geriou a zihun eur bobl,
Hag ez in kannad a oanag, (1) d'o adla-
varet war va Breiziz kousket...

Y. B. Calloc'h.

(1) Oantag : Fiziañs.

MIZIOU DU

A VREZEL

Eman deut adarre warnomp ar miziou
du, ar miziou terval a zigor hent d'ar
gpañv hag a gavomp ken divlas, ken
muissi da dremen, bep bloaz.

Met, er bloaz-man, koulkoudre ar
miziou-se a zo ganto c'hoaz muioch'a ger-
seenou hag a chouervonti.

Kement a fizians hor boa e vije bet echu
hon trubuilhou araoak ar goanv !

Ha padal an nevez amzer a zo tremenet,
an hañv iveau a zo nijet kult, hep degas
chenchamant ebet, koulz layaret, en hor
planedenn hag en hor stad !

Ret e vezoz eta, pa z' eo ker kalet ar vu-
hez evit kaiz, ober gañt ar pempet goañt-
vez brezel !

Penaos ne zeule ket ar gwel-se da vei-
konia d'emp hor c'halon ?

Penaos chom hep sonjal en hor prizoner-
ien gelz, el labourerien a zo pell dieuz ar
gér, e kement a familhou ezommek, hag
a wele breman c'hoaz, a zeiz da zeiz. e
foanion o kreski, dre ma z' ay war araoak
karr ar goanv ?

Sposta hag heugi a reer o sonjal e fol-
lentez an dud-se hag o deus chachet war
ar bed paour eur seurt mor a zienez hag a
zaerou !

Ha c'hoaz gwell a ze p'en deus kuzet ou-
zomp Doue an amzer da zont ! Peseurt pli-
jadur hor befo o veva ha peseurt kalon da
labourat, ma ouesfemp diaraoak ar hell
zarvoudou a dle hor skei... ?

En deizou tremenet, o sonjal en e dud
aet da welloc'h bro, o santout pegen pou-
ner eo a-wechou ar groaz dà zougen, meny
a hini en devezo lavaret : « A ! Eurisbe'h
int egedoun ; peur ta, o va Doue, e teuoc'h
iveau d'am gervel da vent ganto ? » Pedenn
gaer, hep mar ebet, hag a ziskouez feiz
birvidik ar galon, met pedenn hag a zere
dreist-holl eus tud hag a zo echu o amzer.

Mervel a raimp holl, eun deiz, kement-
se zo skilc'h agat, met ac'hant di, n'hon
eus ket a urz da chom a-sav, na da fall-
galoni. Ar vuhez a zo bet roet d'emp, fi-
ziot ennomp, nañv evit kroaza an divree'h
ha diskouza, met evit en em rei, evit
stourm, evit kendere'hel ha kaeraat atao
muioch'a labour ar gruñidigez.

Petra dalvesfe eun tamñ douar ha ne
ve ket poanlet meur a wech ar bloaz gan-
tan ? Petra dalvesfemp-ni, hon unan, ma
ne gavjemp skoilh na draen ebet war hon
hent ?

Eus petra e vezoz graet an dervez war
c'hoaz evidemp ? Perak poania kement
all ? Hag evit piou ? Daoust da-ze, daoust
d'ar vantell a gañv a daolent war her
mêziou, mizion du a layar d'emp staga
d'el labour adarre.

Breman pa z' eo goullonderet ar par-
keier eus o zrevajou, e lec'h phom da vau-
tri ha da huanadi, an alar eta en douar,
ha gwiniz en irvi digoret gantan. Ya, en
despet d'an drubuilh ha d'an deizou en-

krez a c'hello dont, en despet d'ar gwali-
amzer, d'an avielou yut ha d'ar skorn a
c'hello, en eun novez, laza holl esperans
ar bloaz ; en despet d'ar maro a ranko ar
winizenn tremen dreizan, e kof an douar
hadomp kalonek, hadomp founnus evit eost
ar bloaz 'zeu.

Gouzout a reomp, warc'hoaz, an ed glas
a zavo o begou da vannou heol an nevez
amzer, hag ezeuny flour an hafiv a lis-
kello adarre ar pennou o tarevi..

Abaoe m'emañmp war an douai e kie-
vomp tud o klemm, o keusi d'an amzer gôz,
d'eun amzer, hag a oa emezo, brao beva
enni, met a veze iveau, sur-a-walc'h, klem-
mien enni, evel breman.

Hén anzav a ran, stad ar vuhez hi-
zio n'eo ket laouen, pell diouz eho, ha
muioch'a get biskoaz hor befe tro da skau-
benni o welet penaos ez a an traou.

Met ha gwir hon eus d'hen ober ? Nann
re allies, rak n'omp ket, darn aochanomp,
eus ar re wall-eurus a zo war an douar.
Hor prizonerien, i hag a zoug gant her-
kallen o c'hoaz, ha n'o defe ket a lec'h
da vezouzez, meur a wech, o klevet
hor c'hemmou ? Ouspeni ne ouezomp ket
atao, a-walc'h, klask an tu mat eus ar pez
a c'hoarvez gandomp en tu emep.

Pegen trubuilhus bennak 'c'hell beza an
amizeriou ma vevez enno, ar vuhez a vez
atao kaer pa vez fizians enni ha pa bo-
gnier dalc'hmat d'he renta gwelloc'h ha da
ober vad en-dro d'emp.

Hadomp gwiniz en hor parkeier, hadomp
leua an dourn, p'eman ar goanv, rak en
hafiv a zou e vez mall da gabut an dan-
vez bara nevez. Hadomp greun mat tvez e
parkeier hon eneoù, breman p'hor beus
muioch'a amzer d'en em drei ouz al labour
spared. Taolomp er c'halonou enkrezet had
ar fizians, o rei d'ezo ar meroù gwirion
eus hon trugarez hag hor madelez.

Hadomp, rak setu deut ar miziou du, ha-
domp, en despet ma ne vezimp ket kompre-
net atao, en despet ma seblantimp a-
wechou koll hor pean. Ma ne varv ar
c'heunenn winiz, eost ebet da gaout. War
amizeriou kriñ ar goanv eo e sav ar vuhez
en hor parkeier. War zakrifisou an dud
vat, war o aked da garet al labour, an
onestiz hag al lealded eo e savo iveau eur
viro nevez, eur vro welloc'h. Setu perak
lennerien ger, e lavaran d'eo'h : « Keme-
rit kalon, Dreist ar goanv, goanv evit hon
douarou, goanv evit hor bro, selaouit a-
ziabell evel trouz diwaskell gwennlit, evel
boudinell kleier Pask nevez, o rel
d'emp da anaout e tizo an nevez amzer
war hor mêziou hag ar pebo'h etre at
broiou :

« Vit eost an amzer da zont
Labouromp start, seder, dispont... »

L. B.

BREIZH A OUENN VAT


ANATOL AR BRAZ

a embannas hanter-kant vloaz a zo
an oberenn a vrudas e ano

"Danevell ar Maro"

gant

BREIZH BRO-ARVOR



Da genver an hanter kantvet bloavez-se komzomp eun fammig eus ar skrivañner dreist m'eo bet Anatol ar Bras ; mab an Argoat e oa rak ganet e oa bet e Sant Servez, e kichen'k Duault, d'an 2 a viz ebrel 1859, e lec'h m'edo e dad oc'h ober skol, met tremen a curé e vuigaleach, en Arvor, e Ploumilliau, — el lec'h ma stagas da zesk al latin gant person ar barrez, an A. V. Jliers de l'Isle-Adam, — ha goude e Pleudaniel hag e Penvenan. Goude beza graet e studiou kenta e Sant Brieg, ez eas d'o feurechui da Barz ; er bloaz 1886 e tistroas da Vreiz ; hanvet e oa da gelenn war al lennegez e Lise Kemper ; er bloaz 1901 ez eas a'chano da Roazon, el lec'h ma kendal-chas da ober skol betek an deiz kenta a viz eost 1924. Ar pemzek vloaz ma chomas e Kemper a roas tro gaer d'ezan' da garout muioch mui e vro ha d'en em staga outi, dreist-holl abaoe ma oa kouezet dindan levezon ar brezoneger, ar furcher tenzoriou brezonek ma oa Fanch an Uhel.

Ganet ha savet war ar maez Anatol ar Bras a gare an dud diwar ar maez ; e blijadur oa o darempredi, tud an Argoat koulz ha tud an Arvor, kotierien ha pesketañer, hag evelse eo e teuas da anaout koulz ha ma rae pobl Breiz. An anaoudegez-se a oa evitañ eun alc'houez evit kas da benn e labouriou ha dastum eur vriad hengouniou, marvailhou ha kontadeniou, e lec'h ma n'o divije ar re all kavet

netra hag el lec'h ma ne gave e-unan netra, eme G. Dottin, e lavare eo dre'ma n'en devoa ket kavet an tu d'en em germeret mat a-walc'h, rak envor an dud izel a zo doun evel ar mor.

Marc'harit Phulup, eus a Bluzunet, a oa unan eus ar re a gontas ar muia marvailhou d'ezan hag o komz anez i lava-re : « E penn ar vaouez-se ema an emi « penn' am eus gwelet renket ar muia « traou emna ha, koulskoude am eus « anavezet Renan ha Pasteur ! »

E oberou a zo niverus ; menegomp dreist-holl e studi a bouez war ar c'hoariva keltiek, romantou, gwerziou ha dreist-holl Danevell ar Maro : La Légende de la Mort chez les Bretons Armor-cains, e daou leor teo, en deus dastumet enno ar mojennou a glever, e tal an tan, er goany, diwarbenn an Ankou hag ar re varo.

Pemzek vloaz hed-a-hed a lakeas d'o dastum ; mistri-skol ha bele'en a roas an dourn d'ezan eun draïk bennak, met, e-unan penn e redas ar parreziou hag e tiskennas en tiez e lec'h ma kave d'ezan e teuje a-benn da glevout eun draïk bennak hag a c'hellje talvezout d'ezan.

Setu amañ roll parreziou Kerne e lec'h ma tastumas d'anvez e leor ou : Kemper, Penhars, Kerfeutou, Rosporden, ar Faouet, Scaer, Spezet, Coray, Quemeneven, Laz, Pont 'n Abad, Meil ar Wern, Dineault, Collorec, Plogoff, Enez Sizun,

Douarnenez, ar Faou, Argol ha Plougastel.

Ha setu re Dreger : Montroulez, Lanmeur, Gwerlaquin, Pluzunet, Begard, Pedernec, Pempoull, ar Roc'h Derrien, Landreger, Plouguer, Trevoù-Treguignec, Pleudaniel, Yvias, Trebeurden, Perros ha Penvenan.

E Leon Anatol ar Bras a guttulhas nebeud a-walc'h a dra ; evelato e kaver en e leor mojennou bet dastumet e Plouvorn, e Cleder, e Gwinevez hag e Treflez.

Peadra da bennou i jom eta c'hoaz e Leon, gaut an hini a garfe mont da ober an dro.

Anatol ar Bras a skrivas e galleg, dreist-holl, daoust ma ouie mat tre ar brezoneg ha kasaüs eo n'en divje ket embainnet Danevell ar Maro e brezoneg, evel m'en devoa graet an Uhel evit ar soniou ha kontadennou en devoa dastumet ha pebez talvoidegez he divije bet neuze Danevell ar Maro, moult enni e brezoneg, kement tra en devoa klevet an oberour, er yez-sc, e Léon, Kerne, Treger ha Goelo.

Ar vrezonegeren, eme G. Dottin, o deus rebechet d'ezan, meur a wech ha gant nerz, dre ma ne oa ket bet falvezet gantan beza ar skrivagner bras, e yez keltiek, a c'hortozent evel ma c'hortoze o zadou donedigez ar roue Arzur. Ma karfe beza klasket ar Bras hen ober e vije bet eur. Mistral all o tiazza da viken evit ar ouenn, yez e vamm ; martez n'en deus ket bet a-walc'h a feiz e amzer da zont ar brezoneg ; koulskoude e poanias betek ma voe roet d'ezan ar gwir da ober eur brezegenn vrezonek da c'houel Monumant Unvan'ez Breiz ha Bro-C'hall, e Roazon d'an 29 a viz here 1911, daoust d'an entebiez a gavas war e hent ; bep gwech m'en deveze tro d'hen ober e kare ober e brezegennou e brezoneg ; kementse a reas e Plouaret, e kerz ar gouel graet eno en enor da Fanch an Uhel koulz hag e banveziou an Erminig e Roazon. (1)

E berz kaera oa e vadelez ; p'en deveze tud uhel ha tud izel da z'gemeret an dud izel eo ar re a zegemere da genta ; e goueliou Fanch an Uhel, e Plouaret, e lakeas ouz taol en tu dehou da brefed ar

C'hôtes-du-Nord, ar ganerez Marc'harit Phulup : « A'chanta, Aotrou Prefed, « emezan, en eur ober da Varc'harit aze « za, biskoaz n'ho peus bet tro da welout « a gen tost hag h'zio merc'hed ho tepar « tamant. »

E lod a drubuilh en devoc edoug e vuhez hag an draze co a deuas a-benn anezan : er bloaz 1901, e dad, e vreudeur hag e c'hoarez a voe beuzet holl, en eur vagad, e aber Landreger ; er bloaz 1906 e kollas e wreg kenta ; er bloaz 1919, e eil gwreg ; er bloaz 1916, e vab ha n'en devoa ken mab nemetan evit dougen e ano, a voe lazet er brezel ; Anatol ar Bras a jome seder atao, da welet, da vihana hag a zalc'he evitan e-unan poaniou e galon, maf ar re-man, koulskoude, a reas kalz gaou ouz e yec'ched ha d'an 20 a viz meurz 1926 e tremenas, evel Brizeug, pell d'ouz e vro, e kreisteiz ar Fransi

Karet en divije kaout ar maro en devoa hunvreet en unan eus e varzonegou :

Eun abardaez a viz mae e karfen mervel !

Abardaez ou mae a zo kaer, an douar a vez o vleunia !

Karet en divije gwelout ives unan eus e hunvreou all o tont da wir, kanet gantan en unan eus e wella barzonegou hag e brezoneg :

Echù eo ar bloavezioù kri
An oabl a'z a da zigeri
Nedleg Breiz a zo arri.

Nedleg Breiz a zo fenoz
Deus hag e weli o repoz
Breiz nevez war daoulin Breiz koz.

Gwella-se, da vihana, m'en deus gellet kaout, war dreuzou ar bed-all, sent koz Breiz hag a gare kals d'hen digemeret ha da lakaat an Aotrou Doue da veza laouen ouz e ene.

H. CAOUISSIN

(1). En niverezh-man, er pennad « Mouez ar re varo » e kavoc'h komzou Anatol ar Bras, epi unan eus banveziou an Erminig.

(2). Nedleg Breiz, embajmet, en e hed war Feiz ha Breiz genver 1941.

AN HINI A DREMENAS HE NOZVEZ

EN EUR GARNEL

Devez bras a oa bet, en de'z-se e Kernoter ; mevelien tri pe bevar diegez diwar dro a oa bodet eno ; koan vat a oa bet ha chistr da bep hini ar pez a gare ; p'o devoa debret hag evet an holl o gwalc'h e tostejont ouz an oaled ; ar wazet a lakeas tan war o c'hernel, ar merc'hed a azezas e tal o c'harr-neza hag an teodou a yeas en dro.

Da genta, e c'hellit kredi e voe hano eua ar pez a oa bet digouezet e doug an de'z a oa bet eun devez skuius ; gwa-zed Kernoter hag o amezeien a oa aet kerkent ha teir eur da Lokmikael an Traez ; cur gwall dro e oa hounnez rak pemp leo a zo bir da gezeg pa rankont chacha war garradou traez gleb teil ha barr-uhel.

Meneg a voe eus ar stern ha meuli a voe graet marc'h glas Roc'h al Laz, gwella marc'h kleur a oa tro-war-dro ; komzet e voe iveau eus ar bourihiou tremen hag, hervez lavar an holl, gwella chistr ostaleri a gaved, war an hent, oa hini ar Moullec, e Plouillo.

Ya ! da ! eme Vaodez Merrien, unan eus ar wazet, ha ma rojed d'in, bemdez, daoutek chopinad anczan ez afen buant a-walc'h da gemerout plas Ankou Plouillo, (1) epad eur zizun pe ziou.

N'it ket da ober goap, evese, Maodez, eme vestrez Kernoter ; marteze ho pezo affer ouz an Ankou kentoc'h eget n'ho pezo c'hoant.

Komz Mari al Louarn a voe a-walc'h evit trei spered an dud war draou ar mario ; eur vatez a lavaras hano eus unan hag en devoa graet goap eus Erwanig Plouillo hag a voe kavet maro er pardaez se end-euen.

(1). Ankou Plouillo (Ploumillau) a zo skeudenn goat eur c'horf maro ne jom gantam nemet e eskern, eul l'nsel war e skoaz hag eur falch en e zourn ; an Ankou-se a oa gwechall en iliz ha gwella ma oa da netra oa da sponta ar vugale ; brz-mañ emañ er sakreteri ; lezhawet eo er vro Erwanig Plouillo.

— Au dra-ze n'eo nemet sorc'hennou gwrac'hed koz, eme unan eus ar wazet, o c'hoarzin, leiz e c'henou.

— Ar re varo a zo maro, eme eun all, hag unan maro n'hell ober netra da unan beo.

— N'eus fors, eme ar vatez, ma vije lavaret d'eo'h mont da dremen eun nozvez penn-da-benn d'ar garnel, ne vije ket re a lorc'h ennoc'h !

Ha setu ar wazet da enebi en dra c'hellent ; evese emaint ; pa vez eur banne, d'ndan o fri, int pabored, war o meno, gouest da Jonka an diaoul hag e gerniel.

Ya ! Mat da lavaret met pa vez hano ganto da ober e vezont lostok.

Setu ar pez a weljod mat e Kernoter, er pardaez-se.

Yvon al Louarn n'en devoa ket evet kals evit gellout, gwelloc'h a-ze, lakat ar re all da eva ; en em dennet e oa e korn an oaled hag eno e selaoué eun tamm mat miuoc'h eget ne gomze ; o klevout ar mevelien oc'h ober o brabanserez dirak ar vatez, evel ma raent, e kemeras tro da gomz.

— Mat ! emezan, ha n'en devoa doare ebet da veza oc'h ober goap, me 'garfe gouzout pehini ac'hano'h, paotred, eo an hardisa ; warc'hoaz ar beure e roin eur pez a zaou skouet d'an hini ac'hano'h a gredo tremen an noz a zeu er garnel !

Ar baotred a zellas an e'l ouz egile, a reas an neuz da c'hoarzin ha da lavaret n'oa an dra-ze nemet eur c'hoariellerez, met hini ne zavas da lavaret e raje an taol ; daou pe dri a yeas etrezek an nor, evel m'o divije czomm da vont a-gostez.

— Ac'hanta, eme Yvon al Louarn, komzit dillo ! Eur pez a zaou skouet am eus ; gounit daou skouet en eun nozvez a zo eun dra ha n'eo ket bep noz eo ho pezo tro da ober kement se ; mat, daoust dra-ze, glaoustre ne zavo hini ebet ac'hano'h d'her goun't ?

Ha den ne zave ; holl e klaskent digareziou ha Maodez Merrien eo an hini a gavas da genta :

— Klasket emi bije gounit da c'hlaoustre, eun nozvez all bennak, met an devez a zo bet ken tenn ha ken hir ma ne rofen ket evit daou ugent skouet va gole'hejad pell kerc'h e marchosi ar Mezout Meur.

Ha war-ze e gavas en e zav. Ar re all a harpas e gomzou hag a heutias e skouer. Oza'h Kernoter a oa o vont d'o flemma pa voe klevet eur vouez sk'ltr o sevel eus a douez ar merc'hed.

— Mestr, eme ar vouez vunut, daoust ha rei a rofec'h d'in evel d'ar re-man, daou skouet ma rafen ar pez ne gredont ket ober ?

An hini a rae ar goulein-se a oa eur verc'hig trizek pe pevarzek vloaz, chomet ken dister ma ne rojed ket ouspenn dek vloaz d'ezzi ; n'he devoa ken hano nemet Monik ; biskoaz n'he devoa anavezet he zud ; savet e oa bet en han 'Doue e Kernoter ha breman he micher pemdez'ek oa mont da ziouall ar zaout ; n'he devoa ken koumanant nemet he bouted hag he dilhad ; peurl'ea ne gleyed ket he mouez er veihadeg ; karget e veze da zibuna an neud nezet gant ar mitiz'en all ; ober a rae he labour, sioul, he unanik ; eur wech en amzer e veze klevet a greiz pep kreiz o vouspedi, rak mat e oa da bedi hag he spered a veze troet atao war draou ar relijon.

Mari al Louarn, mestrez an ti, a voe sebezet pa glevas Monik o komz, hi hag a veze ker sioul peurliesa.

— Klevit 'ta ar bebrenn-se, emezi ; n'eo ket souez e laverfed eo gouest ar c'hoant gounit arc'hant da goll an eneou, setu amañ eur gaezez hag evit daou skouet a vije gouest da vont d'en em zao-ni ma vije lao'ket... N'ho peus ket a vez, pennavel ?

— O ! Mestrez, ma c'hounezan an arc'hant-se, n'it ket da gredi ez afen da ober implij fall anezan, eme ar vesareez saout, ken habask ha tra.

— Ar pez a giri a ri gantan, Monik, eme an ozac'h gant m'her gounezi. Ha plijadur a ra d'in gwelout eur plac'h vihan eveldout o klask gounit eur glaoustre ha ne gred ket ar wazet snilha warnan ; mat, kleo amañ ganen, kaset e vezi betek ar garnel ; ni a zero an nor warnout hag e chomi eno ac'hant da warc'hoaz ar beurre pa 'z aimp da zigeri d'it.

Ar pez a oa lavaret a voe graet, daoust ma ne oa Mari al Louarn, tamm ebet a du gant kement-se.

Ar garnel a oa leun a eskern ; met kerkent ha ma oa diskennet Monik ebarz, an eskern a en em ruzas hag en em vernia, ouz ar mogeriou evit rei plas d'ezzi da c'hourvez evel ma vije bet en he gwele.

Monik, kenta fra a reas eo mont war bennou he daoulin da bedi evit an Anaon, ha goude ec'h en em astennas war an douar leiz a zave c'houez ar maro diutan. Kerkent ha gourvezet e krogas ar c'hoant kousket enni hag eur soniri c'houek, a deue eus a-bell, hel luskellas gouestadik.

Ankounac'haet he devoa edo en eur garnel ; en tu bennak all edo, a gave d'ezzi, met ne ouie ket e pelec'h, en eur vro glas eus ar re c'hlaza ; n'oa ket evit anaout netra. Klask a rae digeri he daoulagad evit gwelout, met he malvennou a oa pouinner evel ma vijent bet e plom.

Kotiskat a cure, evese, epad an noz pad astenn, he spered e bro an Elez. Da c'houlou-deiz, pa zihunas, e voe sebezet o welout edo er garnel. An nor a oa kornzigor ha mestr Kernoter a lavare d'ar plac'hig :

— Setu da bez daou skouet, Monik. D'it eo, her gounezet mat az peus.

— Ho trugarekaat a ran, mestr, eme ar baotrezenn.

Hag ez eas d'an iliz gant he fezig ar c'hoant gwenn. Ar person a oa er gadorevez ; mont a eure d'e gaout da gonfa d'ezan ar pez he devoa graet ha da rei d'ezan he fez arc'hant evit eun oferenn da lavaret evit eneou dilezeta ar purgator.

— Martez, eo evit unan pe unan eus va zud ha ne anavezan ket eo e vez, emezi. Ha setu perak em eus bet youl, abaoe ma 'm eus anaouidegez, da gaout eur gwenneg bennak d'in va-unan. An Anaon her gouie ha setu perak o deus va diouallet ker mat, en noz tremen.

— Mat, plac'hig, eme ar person o rei d'ezzi an absolvenn, ar pez ho peus c'hoant da gaout ho pezo dioc'htu. An oferenn ez an da lavaret a vez evidoc'h.

Monik a glevas an oferenn hag a dos-teas ouz an daol zantel gant kals a fe'z.

Kerkent ha m'oa echu an oferenn, ha p'edo dres o vont er maez eus an iliz, skany he c'halon, evit distrei da Gernoter, e tremenas, er porched, ebou eun den koz, gwenn e vleo, ha koz Noe da welout daoust ma oa soutin, en e zav, ha skany e vale. Tostaat a eure ouz ar pla-

c'hig hag o stoui dirazi e lavaras :

— Plac'hig vihan, daoust hag ar vadez ho pefe da gas ar paper-se da Gersaliou ?

— O ! Ya-dâ, den mat, emezi hag e kenjerañ ar paper eus a dre e zaouarn.

Añ den koz en devoc eur mousc'hoarz ker kunv hag a drugarekcas gant komzou ken tener ma kave da Vonik e wele atao e vousc'hoarz hag e kleve e gomzoù a anaoudegz vat en dra ma kerze c'trezek Kersaliou ha biskoaz n'he devoa tanvet eul levenez glannoc'h en he c'halon.

— Na pebez penn kaer a zen, en devoa, emezi.

gavas tal ouz tal gant perc'hen ar maner.

Hag hi ha lavarout « de-mat » d'ezan.

— Da belec'h ez it evelse plac'hig ? emezañ.

— D'ho maner, c'houi, Aotrou Kersaliou.

— Ha da betra ez it du-man ?

— Da gas ar paper-man a zo bet roet d'in da gas d'ec'h.

Hag e lavaras ar pez a oa d'gouezet ganti er porched ha peger kaer e kave an hini koz daoust d'e oad bras.

— Hag hen anaout a rafec'h ma veze diskouezet e bortred d'ec'h ? a c'hourlennas an denchentil a oa d'euet da veza



— Setu hen ! a lavaras en eur taol ar plac'h yaouank !

Kersaliou, a-raok an Dispach'h a oa eur maner hag e oa noblansou ennan ha Gernoter a oa unan eus e vereuriou. Eur vali gant gwez fao a zo da vont d'ezan. Pa z eas ar vesarez vihan er vali an deliou, fao a en em lakeas da zourfal, da zourral ha koulz lavaret da gana evel ma vije bet eul labous pep hini anezo.

— N'ouzon ket, a lavare Monik outi he-unan, met me gav d'in e tigouezo eun darvoud laouen bennak ganen, fenoz. Me gav d'in em bezo chans evit beza gellet ober eun tamm vad d'an den koz-se.

Edo o vont e porz Kersaliou p'en em

gwenn kann goude beza lennet ar pez a oa war e baper.

— O ! sur a-walc'h hen anavesfen, emezi.

— Mat, deuit 'ta, neuze !

Her c'hañ a eure er maner hag hel lakeas da dreuzi ar c'hramp'eir. Daoust ma ne lufre ket an traou e Kersaliou evel ma raent en amzer goz e kaved ennan c'hoaz arrebeuri gaer ha pinvid'k. War ar mogerioù e weled portrejou tud vrudet maner nobl Kersaliou.

An Aotrou a gasas Monik eus an e'l portred d'egile.

Ha dirak pep hini e c'houenne :

— Henmañ eo ?

— Nann, emezi, n'eo ket hennez eo c'hoaz.

Tremen a rajont evelse d'razo holl. Kaer he devoa Monik lakaat evez n'oa ket gouest da anaout e hini anezo penn kaer hag hegarat an den koz a oa en em gavet ganti er porched.

Aotrou Kersaliou a jomas eur pennad hep lavarout ger, nec'h maro.

A greiz pep kreiz e skoas war e dal.

— Deuit ganen-me d'ar zolier ! emezañ d'ar plac'hig.

Bernioù koz traou eus an amzer goz a er zolier-se : pallennou koz e pihou, skeudennou koz mac'hagnet, taolenou koz, leun a doullou. An denchentil a en em lakeas da c'hotilia etouez an taolenou-se. Ha dre m'o zenne eus a douez al loustoni o diskouez da Vonik a rae eur sec'h a d'ezo gant tu eneb he zavanner.

— Setu hen ! a hopas en eun taol ar baotrezenn.

Anaout he devoa graet penn an hini koz war an daolenn daoust ma oa houmañ dislivet eun tammig.

— Mat eo ! emc vestr Kersaliou. Diskennomp breman d'am c'hampr-studi.

Eno e tigoras eur p'kôl leor e lec'h m'edo hanou e holl dud koz ha goude, beza sellet piz outan :

— Monik paour, emezañ, selaouit mat amañ ganen. Añ den koz ho peus kavet

oa er zolier-se : pallennou koz e pihou, koz. Ouspenn tri c'chant vloaz a zo eo maro. Tri c'chant vloaz a zo edo e tan ar purgator o c'hortoz eun oferenn d'hen tenna ac'hano. An oferenn-se, eur paour, diwar e c'houindegez e-unan eo a ratke he lakaat. Ha c'houi hoc'h unan eo ho p'jus graet an dra-ze evel m'co merket war ar paper ho peus degaset d'in hag a zo warnan skritur an hini maro e-unan. Drezoc'h c'houi, unan eus va zid koz en deus gellet mont d'ar baradoz ; va c'har get en deus da rei d'ec'h eur gopr diouz e zoare ha diouz hoc'h hini. Hiviziken ne 'z ec'h da zervicha da lec'h all ebet nemet d'am zi ha gract e vezd d'ec'h braoa ma vezd gellet. Livirit hepken ha mat e kavet ar pez a ginnigan d'ec'h.


Ar paour kaez mesaerez vihan, ha n'e do tamm ebet o c'hortoz eun hevelep kin-nig, a voe ker strafuilhet o klevout an Aotrou, ma ne c'hellas ket lavarout eitr ger.

Met mestr Kersaliou a welas eo al levenez re vrás a veuze he c'halon eo a vi-re outi da gomz.

Adalek an deveze e vevas er maner. Kaout a entre eno an eurusted, met; evél a lavare Yvon al Louarn, eus a Gernoter, diwarbenn ar pez a zaou skoued, her gounit mat he devoa gract.

Kontet gdant Mari Loeiza ar Bellec, eus Pors Gwenn ha dastumet gant ANATOL AR BRAS

Loeiza ar Belleg ...



... hag A. ar Bras
(Skeudenn savet d'ezo e Sant-Brièg.)

"EUR SIZUNIAD MARVAILHOU GWIR"

KONTADENNOU A VRO-EIRE

SAVET E BREZONEG DIWAR TROIDIGEZ H. HUERRE
DASTUMET GANT DOUGLAS HYDE (AN CRAOIBHIN)

KONTADENN AR
CHOUEC'HMET NOZVEZ : GWREG-VOR AR MOR-RUZ

Kas a reas Diarmuid e zevez evel diagent, betek ma teuas ar pardaez. Neuze e voe kaset d'ar sal vras. Goulenn a reas outañ an Itron hag e tu édo da staga gant e gontadenn. Hag e lavaras ya. Ha hi c'houeza en hec'h ibilig aour. An doriou a-gostez a zisklozas hag an daouzek den a zeuasi tre. Pep gwaz a oa e wreg o kerzout en e gichen. Holl ec'h azezjont hag an Itron a lavaras : « Ac'hanta, en em laka gant da zanevell. »

Bez 'e oa eur wech eur roue koz. Pell a oa e veve e rannvro Ulad. N'oa ken nemet eur mab penhêr d'ezan. Marvet oa ar rouanez a-greiz genel ar priñs yaouank. Dreist pep muzul e kare ar roue e hêr yaouank, ha pa voe hemañ bras, e roas kabestr d'ezañ d'ober e pep tra diouz e froudenn. Moumounet e teuas da veza, ha fallakr-mantrus. Alies e c'hoarie taoiliou dizoare d'ar vevelien ha d'al labourenn. Met ne dalvezet ket ar boan en em glemm ouz ar roue : hemañ ne rae e c'houenn ouz den.


Modh a raed eus ar prins roueel. Pa voe pemzek vloaz ec'h en em droas kerñañ ouz ar pesketa. Met n'oa ket a-walc'h gantañ lazeta er ster. C'hoant en devoa da verdei war ar mor. Rei a reas ar roue d'ezañ eur vag skañv ha brao, gant gouel ha roefivou da c'hellout ganti tizout ar mor bras. Ha setu eur beurevez e savas a-bred, hep ma evesaas outañ ar roue na den all. Pignat a reas en e vag, sevel ar ouel, ha heñ kuit, betek ma tegouezas tost da veg enez Eoghan. Setu ma savas eur barr-amzer ha ma voe ar vag bountet etrezek eur garreg vras. Aodh, pa savas e zaoulagad, a welas war ar roc'h eur plac'h yaouank koant. Azezet oa, eur melezour aour ganti en eun dourn hag en egile eur grib, hag e kribé he bleo melen-aour. Mab ar roue a lavaras outañ e-

mañ tec'hout. Kenderehel a rajont da neuial. Eur pennad amzer e kerjont evelse hag e tegouezjont en eur vro all. Dindan ar mor edo houmañ. Ar wregvor a douchas ouz Aodh hag a adkemeras e stumm. Kaer ha glas oa an douar en-dro d'ezo. Gwelout a raed eno an heo, al loar hag ar stered evel durmañ. Kas a reas-hi Aodh d'ar c'hastell. Hemañ, pa sellas en-dro d'ezañ, a welas an traou hag an arrebeuri brava en deus lagad eun den gwelet biskoaz. E-skoaz an dra se, eul lochen n'oa ken kastell tad Aodh. En aour melen koz edo an arrebeuri, ha n'oa ket eur mendad anezo e-lec'h n'oa ket sterniet en danvez eur maen a briz ubel. Enez Fodila (ano koz Eire) en he fez n'he dije ket talvezet da baca ar c'hastell ha kement a oa ennañ.

« Bez amañ dizaon ha dibreder-krenn, eme ar wreg-vor. Den ne enebo ouz da c'hoantou. Seiz vloaz e chom i amañ, ha goude ar pennad amzer se e rin d'it distrei d'az pro, d'ar porz ez out loc'het d'outañ. Hag a-bred a-walc'h ec'h errui da adwelout da dad a-raok ma varvo. » Choueza 'reas en eur fleütig. En em ziskouez a reas eur maread mevel'en gant pladou bras en o daouarn. War an daol o lakajont. Bez 'e oa eno meuviou, gwelloc'h an eil eget egile. Choueza 'reas evit an eil gwech en he fleüt. Kerkent e teuas tre eur bodad a seiz kadarn (tud kalonel) hag a azezas ouz taol hep ranna ger. En em lakaat a rajont da zebri ha da eva. « Azez gant ar re se, eme ar wreg-vor da Aodh. Bez 'ez int holl a lignez dreist. » Azeza 'reas Aodh, nemet e voe dreist e c'halloid debri, kemént e oa souezet ha strafuilhet. P'o devoe ar gadarned debret hag evet diouz o c'hoant e lavaras hi d'ezo : « Hemañ a zo eur mab da roue Han-

ternoz Iwerzon. Aodh a raer anezañ. — Degemeret mat eo, cmezo holl. » Ha kerkent i en o sav hag er-maez. « Souezet holl out, eme ar wreg-vor, gant ar pez ac'h eus gwelet amañ ; n'ac'h eus ket gwelet an hanter nag ar bedervedenn eus an traou marzus a zo amañ. Kalz traou all iskisoc'h a zo da welout. Deus bremañ ganen. Gwelout a ri eun dra bennak eus taoliou kaer va difennourien, ken gwazed, ken merc'hed. »

E gas a reas war eur c'hlazenn vrao e kichen ar c'hastell. Bez' e oa eno seziz gwaz ha seziz maoutez. Ha hi d'ezo : « Diskouezit da vab ar roue, hag a zo amañ unan bennak eus ho taoliou-kaer. » Mont a reas unan anezo d'ar c'hastell ha distrei gant eur goaf hir, gwenn, beget lemm. Sanka 'reas en douar dornell ar goaf. Hag ez eas war e giz hag e lammas ugent troatad diouz an douar hag e kouezas en-dro, e vruched harpet war beg lemm ar goaf. Eur pennadig e cho-



Aodh a welas war ar roc'h eur plac'h yaouank koant !

mas evelse, da c'houde e reas, eul lamm hag e tizas an douar hep gouli ebet. Eun all a lammais netize en aer hag en em lezas da goueza, e c'henou d'an traofn e doare ma sanke ar goaf en e c'henou ha ma teue er-maez a-dréñv e benn. Eun nébeut munitennou e chomas evelse, da c'houde e reas eul lamm d'an douar hep beza gloazet. Eur gwaz all a lammais d'e dro hag a ziskennas, e gein d'an traofn. A-dreuz e vruched e sankas ar goaf hag er-maez e teus a-drefiv kern e benn. Eur pennadig e chomas 'velse hag e lammais hep en em c'hloaza. Eun all a lammais hag a gouezas, e c'henou war beg ar goaf. Disanka 'reas an arm eus an douar gant e zent hag e blanta en cul lec'h all. Eur gwaz a grogas en unan eus ar merc'hed a oa eno, a lammais ganti en aer, a ziskennas hag en em zalc'has war eun troad en e sav war beg ar goaf. Eur pennad e chomas evelse, ha goude e lammais d'an traofn hep gloaz na kignadenn. Neuze e tegasjont eur goaf all hag e blantjont en douar e-kichen ar c'henta. Daou waz a lammais en aer hag a ziskennas e-doare m'en em gavas pep-hini en e sav war beg eur goaf. Tenna 'rajont o c'hlazeier hag en em lakaat d'en em ganna, ken e strinke diouz o armou fulennout-tan stank evel glao. Goude en em ganna e-se eur pennad brao, e lammjont d'an douar hep eur grabisadenn. Neuze e teus tro ar merc'hed hag hefivel-mik e rajont ouz ar wazed. Sabatuet-holl edo Aodh gant kemenn a wele. « Petra 'sonjez eus va strollad gwazed ha merc'hed ? eme ar wreg-vor. — Alies bras ami boa klevet hano anezo, er gér, gant va zud, eme Aodh, met biskoaz n'o deus sevenet hevelep taoliou-kaer. Hag ar merc'hed a zo ken ampart hag ar wazed. » Neuze e kasas Aodh d'ar c'hastell, d'eur gambris-kedus-kenañ, gant an heol o para enni ; hag e tiskouezas d'ezañ eur bern traou, kaeroc'h ha souezusoc'h an eil re eget egile. Goulenn a reas outañ ha karout a rac ar sonerez. « Ya sur, emezañ, hag em c'her em eus eun delenn vrao. — Maouez c'hoari gant an delenn, emezi, emaoun o vont da rei unan d'it, pe ma kavez gwell e lakin' mont da gerc'hat da hini. — Evit gwir, gwell e veze ganeñ va hini, emezañ ; rak n'ouzon ket ha gellout a c'hellin tenna eus eun delenn n'oun ket boazet outi ur son plijus d'ar skouarn. Met penaos e lakai klask va hini ? —



...En em ziskouezas dirazo etn denig bihan.

Gortoz eur pennad, emezi. » Hag e hejas eur c'hloc'hig da seni. War an taol en em ziskouezas dirazo eun denig bihan. « Kae, a c'houre'hennnas-hi, ha degas d'eomp an delenn a zo e kastell roue Ulad, e kambr mab ar roue. » Digeri a reas ar prenestre ha sellout outañ o pellaat ken buan ha ma c'houez an avel veurz. Eun eur hanter diwezatoc'h edo dija distro gant an delenn. « Fidamdotie, sed aze eur c'hannad mat, eme Aodh. — Peogwir emañ bremañ ganez an delenn, emezi, deomp da sal ar sonerez. » Ha hi er-maez, Aodh ouz he heul. E gas a reas da eur sal vrao hag ec'hon lec'h ma oa en tu-hont da zaou-ugent c'hoarier. Bez 'o devoa an holl vienviou-seni he deus biskoaz eur skouarn klevet hag eul lagad gwelet. Bez 'e oa telennerien, henrebedien, piferien hag eur bern sonerien all. Rener al laz-seni, gant doujans, a stouas izel dirak ar wreg-vor. « Sed amañ mab roue Bro-Ulad, emezi. Ar sonerez a gar

kalz. C'hoariit d'ezañ eun dra bennak. » En em lakaat a rajont da seni en doare an duduia he deus biskoaz skouarn klevet. Aodh a gave d'ezañ n'oa ket, en nefiv zokey, sonerez hefivel. P'o devoe echu da c'hoari, e lavaras ar wreg-vor da Aodh : « Petra 'sonjez eus va sonerien ? — Ar re wella eus ar bed int, emezañ. — Bremañ e c'hoantafen da selaou, emezi. — Feiz ! ne rafen nemet rei tro da c'hoarzin d'in o c'hoari dirazout va zamnig sonerez goude toriou ken plijadurus hag ar re emeur o paouez selaou. Met peogwir ez peus c'hoant hag ez peus graet klask va zellen, e fell d'in ober va gwella. » En em lakaat a reas da c'hoari, met n'oa e sonerez nemet eun trouz dzoare eskoaz c'hoari ar sonerien all. Pachanas, e lavaras hi d'ezañ : « Mat e c'hoariez, va mignon, met gwell e c'hoari a-barz ma kemeri hent an distro. » Neuze e reas d'ezañ mont d'eul liorz dispar. A-stok ouz an douar edo skourrou ar gwez dindan pottez ar frouez. Bez 'e oa eno iveau bleuniou n'en devoa biskoaz Aodh gwelet hemvel outo. Bamet e chomas, ha meuli a reas al liorz, met ne lavaras ket hiroc'h.

D'ar pardaez edo ar gadarnidi azezet ouz taol hag ar wreg-vor en o c'hreiz war eun azezenh aour. Neuze e teus tre eun difennour e du hag en em lakaas da lavarout : « Itron vat, bez 'ez oñ eun embannour da wreg-vor ar Mor Du. Degas a ra d'it drezouen eun dichetka. Kemenn a ra d'it diviz gant pet marc'hegour e teui da stourm outi, pelec'h ha pegoulz e c'hoarvezo ar emgann. — Gañt sez kadarn e stourman ; ra vezò fec'h ar stourm Leithbhior e Bro-Eoghan en hanternoz Eire, hag an deiz warc'hoaz da noz. Kas ar gemennadurez se d'az rouanez. » Ne lezas ar wreg-vor netra da lenn warni eus he menoziou, keit ha ma voe dirazi an embannour. Met kerkent ha ma voe aet kuit, e teus d'ezí melkonivras : « Morse ne vez trech'het kadarnidi Gwreg-vor ar Mor Du, emezi, hag aon am eus na zeufe va strollad marc'hegouri, ha me va-unan, da goueza a-greiz stourm. Met n'eus tu ébet d'en em sachac'hano. — Anaout mat a ran, eme Aodh, al lec'h ma tle an emgann c'hoarvezout ennañ, ha c'hoant am befe da arresti outañ, ma asantez. Met ra viro Doue na c'hoarvezfe droug ébet ganez. — Bez du-hont, emezi. Ha ma kouezomp e-kreiz

al lazadeg, kemer da vag, hag a zo e skeud ar garreg e-lec'h m'am gweljout ar wech kenta. » Ha setu penaos e tremenas ar gadarnidi an noz. Eun drederen anezo o kana, eun drederenn o pledi gant kontadennou Fenianed, eun drederenn o t'skuiza dibreder, o voredi pe o kouket pounner, betek ma savas an heol antro-noz. An devez a gasjont o lemma o armou hag oc'h aoza o harnez a-benn an emgann. Goude en em lakejont en hent en eur gas ganto mab ar roue. Den ne c'hell lavarout pe hent ez ajont gantañ, met en eun taol krenn ec'h en em gavjont holl bodet e Leithbhior, eun hanter eur a-raok hanternoz. Edo d'ja ouz o gortoz Gwreg-vor ar Mor Du, gant he sez kardin. N'en em saludjont ket, ha ne ranh-jont ger. Tenna 'rajont o armou. E-pad teir eurvez e voe etrezo eun emgann skrijus. Dont a reas pelloc'h Gwreg-vor ar Mor Du hag he zid da gaout ar gorre ; hag e lajzjont ar sez marc'hegour a oa enep d'ezo ha ganto ar wreg-vor. Stelpel a rajont ar c'horfou er c'houer dosta. Hag i kuit, en cur lezel Aodh e-unan-penn hag o ouela dourek d'e vignoned.

Pa zeus en-dro ennañ e-unan, ez eas en hent ha ne ehanas ket, ken n'en devoc tizet enez Eoghan, al lec'h m'oa da genta en em gavet ar wreg-vor gantañ. E vag a gavas ouz skeud an tornaod evel m'he devoa ar wreg-vor lavaret d'ezañ. Gwinta a reas ar ouel, ha heñ etrezek e borz genidik. Ar roue, pa voe distro e vab, a voe laouen dreist, rak kaout a reas d'ezañ evel an holl edo maro e vab. Aoza 'rajont eur gouel bras er c'hastell. Seiz devez ha sez nozvez e padas. Abaoe an amzer se ne dostaas morse ken Aodh ouz ar mor. Biskoaz pesketaer pe verdead ne dremenais tost da dornaod ar wreg-vor e enez Eoghan, biskoaz abaoe ar mare se betek vremañ. Ha biken ne da-fent du-hont, nag evit aour, nag evit ar-chant.

« Ha setu va marvailh. — Eun danevall vat eo, emezañ holl. — Hag eur gontadenn wir, eme unan bennak. » Hag i holl en o sav. Digeri a reas ar voger agostez. Hag i er-maez evel m'oant deut e-barz, pep hini gant e vaouez, en e serr. Neuze e teus tre ar porzier hag ez eas an Itron er-maez ar gambr. Ar porzier a gasas Diarmuid gantañ hag a roas d'ezañ da zebri ha da eva. Goude-se ez eas Diarmuid da gousket.

Kas a reas Diarmuid an devez war lerc'h evel ar re a-raok. Pa zeus ar par-daez, e voe galvet d'ar sal vras. Lakaat a reas an Itron he c'houitell aour war he muzellou, ha c'houeza e-barz. Digeri a reas eur wech c'hoaz an nor a-gostez hag an hevelep tud a zeus tre, pep gwaz o kaout en e gichen e vaouez, ha pep maouez eur bugelig ganti ouz he bruched. Azeza rajont hag an Itron lavarout da Ziarmuid en em lakaat gant e varvailh. D'armuid a zeraouas eta evelhen :

Bez ' e oa eun den hag a raed anezan « Colm O' Ruaire » o chom tost da vez an Itronezed. Marvet oa e wreg da zeiz hec'h eured. Ken trumm oa marvet ma voe kalz a dud o lavarout outo ouanan edo. Kolm evit eul lodenn bennak en he marvidigez, c'hoant d'ezan hepken da gaout argourou e wreg ha da gemer eun all da bried. Ha setu eun devez ma 'z eas Kolm d'ar menezou da drouc'h a peadra d'ober skubellennou. Eur wiz eus an dibab a welas-heñ o turia e-harz eur wezenn : « Mardouen, emezañ outañ e-unan, sed amañi vat eur wiz a zoare. N'ouzon tammo ebet da biou eo. He frena a rafen a-galon vat. » Mont a reas tostoc'h evit evesaat gwelloc'h outi, met en emi sacha a reas kuit d'ar red dre douez ar gwez. « Ret eo d'in dont a-berin da zizolei da biou eo, eme Golm. N'he lez'n ket da vont e-biou, a briz ebet. Ober a reas eun hordenn etis e valaennou, ha fellout a reas d'ezan distrei war eun d'argêr. D'ar c'houlz se e welas eur vaouez koz, eur vantell ruz ganti, o tont etrezek ennañ diouz traouñ ar menez. « Doue r'az pennigo, mammig koz eme Golm. » Met ar gozenn ne respontas netra outañ ha heñ kredi e oa bouzar. Pa voe hi tostoc'h e kresivaas e vouez hag e c'houennas outi ma ne ouie ket, marteze, da biou oa ar wiz en devoa gwelet war an dorgenn a-greiz ober balaennou. « D'in-me eo, eme ar wrac'h. — Eur wiz a vank d'in, eme Golm, hag he frena a rafen a-youl-vat mar demañi dà werza. — Fellout a ra d'in a-walc'h he lezel ganit, ma prometez d'in ober brao outi, emezi. — Prometi a ran, na petra ta, hag a-greiz-kalon. Va ger a roan d'it, ne rin' biken netra d'ez i na veze ket dereat. — Bez ' e vez eun tam-mig gouez, ente ar vaouez, ha marteze a-

unan ha tregon. « Fidamdoe, eme Golm biskoaz n'am eus gwelet kement a voc'h bihan en eun torrad hepken. Hag ez int bras 'vel ma ne vije bet nemet nebeut eus an torrad. » Unan anezo hepken a oa bihan ha karnac'h, met ar braoa anezo holl oa. Bez ' e oa du, gwenn' ha glas, eur steredenn war e benn. Melen aour oa ar steredenn. Pa voe eiz devez, ne lezas mui da dostaat ouz ar vano pemoc'h bihan ehet, betek m'en deveze bet hennéz a-walc'h. Kolm a zibunas ar marvaill d'e amezeg. Hemañ a lavaras d'ezan n'en devoa klevet biskoaz e c'helle eur vano kaout war etin dro kement a re vihan. Klaoustre, emezañ, n'eo ket gouest ar vano d'o sevel. « O sevel a raio brac, eme Golm, kement a roan d'ez i a vleud kerc'h hag a laez livr'z. — Ar vano vurzudusa am eus gwelet eo hounnez, eme an amezeg. » Pa voe ar moc'h daou viz, Kolm o c'hasus d'ar marc'had, nemet ar pemoc'hig marellet. Kalz en devoe diouto. E-touez an torrad n'oa par all ebet nemet an hini b'hant marellet. Domhnallin oa e ano (ano-bihan Daniel, Danielou e brezoneg). Pa voe gwerzet ar re all, Domhnallin a en em lakaas da greski muioc'h-mui hag ar vano a oa sot gantañ. Tri miz goude an eil torrad ez eas adarre ar vano d'ar meneziou. Pa voe d'stro, Kolm a welas edo adarre o vont da gaout re vihan. « C'hoant ami befe da c'houzout petra rez er meneziou, eme Golm, ha war evez e vezin ac'hanout kenta tro ma 'z i di. » Antronoz pa savas, e welas Domhnallin n'azezet e-unan emezañ log ar moc'h ha pa sellas e-barz e welas edo an douar goloet-holl a voc'h bihan. Bez ' e oa unan ha daou-ugent anezo. « Mardouen, eme Golm, eur seurt torrad a zo eun dra bennak direz emañ. Ne vo ket gouest ar vano da sevel an hanter. Emaouen o vont da vouzi dek anezo. » Ha kerkent e kemeras eur bouteg hag e lakaas e-barz dek eus ar moc'hig gou ; edo ouz o samma ouz e gein, pa reas ar wiz eul lamm dreist moger ar c'hraou en eur glask paka ar bouteg gant he groñj hag en eur lavarout evelien : « Pelec'h e fell d'it mont gant va bugale ? » Dare e voe da Golm koueza war e benn a-drefiv, ken strafuñhet ha ken souezet e voe. Ne voe ket evit ranna ger. « A ! emezi adarre, n'eo ket bet a-walc'h ganit kaout gounidegez gant va re vihan. C'hoant az poa da laza eul lodenn anezo,

hep soñjal ennoun, met o klask hepken gounit muioc'h. » Kolm, kerkent ha ma c'hellas komz, a respontas : « M'hen tou war va ene, n'eo ket dre zispriz ouzit nag ouz da voc'h bihan edon o vont d'o beuzi. Met aon am boa na c'helljes ket o sevel. Ar boaz eo ganeompni, p'he deyez eur vano kalzik a voch bihan, beuzi eul lodenn anezo. — Ra ottezi ta e c'hellen, m'am befe kals a re vihan war eun dro, o sevel holl gwibunan hep dileout ouzit nag eur c'henaouad nag eul lonkadenn eus netra, eme ar vano. — Bremañ e ouezan n'out ket eur vano evel ar re all, met betek hizio n'her gouien ket c'hoaz, eme Golm, ha fiziañ start am eus e tegemer va d'garezion evit ar pez am eus gract. » Neuze en em lakaas Domhnallin yaouank da gomz en eur lavarout : « Dingareziou n'az peus ket : bez 'ez out eun den youlek. — Kae er-maez, eme ar vano, kae, va mab, gra teir youc'hadeñ kreñva ma c'helli. » Mont a reas Domhnallin er-maez ha distaga teir youc'hadeñ kent uhel, ma c'hellas an holl o c'helle vout betek dek mil paz tro-war-dro. A-raok m'en devoe youc'het an drede gwech e weljont oc'h erruout warno d'an daou-lamm eun tropellad moc'h hag a c'harme kresiva ma c'helle. Kavout a reas da Golm n'oa ket e Iwerzon a-bez eur pemoc'h hepken chomet hep dont. Dont a raent d'an daou-lamm evel pa vefent bet kezeg-red, ha pell en o raog, evel pa ve bet ouz o ren, e rede eun tourc'h bras.

Sajha reas war Golm ha tremen etre e zivesker. E zibrada reas war e gein ha Kolm en em gavas a-c'haoliad, e benn troet etrezek lost al loen. Distrei a reas an tourc'h da gemer penn ar tropell gant an holl voc'h all d'e heul. Ha heñ etrezek ar meneziou, ar moc'h gantañ. Kolm a huche, a glemme, a c'halve skoazell. Met n'oa skoazell ebet da c'hortoz. Erruout a reas an tropell en e bez e-harz ar menez. Lavarout a reas ar vano eur gomz, hep ma kompresas Kolm : diskloza reas speur ar menez, hag an holl e-barz d'ar red. Serri a reas adarre ar menez war o lerc'h : Kolm a voe diskaret d'an douar hag a yeas e skiant d'gantañ. Pa zeus en-dro emañ e-unan, edo astennet war an douar en eul lez dispar. Eun engroez a wazed hag a verc'hed o komz hag o c'hoarzin kenetrezo a yae eus an eil tu d'egile. Met pemoch'ebet ne weled. En em lakaat a reas Kolm en e sav, azeza



An tourc'h bras a zailhas war Golm ha tremen etre e zivesker...

war eur gador ha chom̄ pell da sellout outo. Pegen pell ha pegen evez'ant bennak e sellas outo, ne anavezas den. Dont a reas pelloc'h eur vaouez koz d'e gaout, heg e chomas a-sav hag e lavaras d'ezan : « Kolm O' Ruaire, n'ac'h eus mui koun ac'houn ? — Ya, bremañ e tetu koun d'in, Itron vat. N'eo ket fe a roas d'in ar wiz du-hont war ar menez ou ? — Eo, met daoust ha soñjal a rez pebez gaou ac'h eus klasket ober outi pa'z out aet da veuzi he moc'higou ? Bremañ emaout o vont da baea. Setu n'ac'h eus mui va gwiz, na moc'h b'han, ha war ar marc'had emaout pell bras diouz ar gêr. — Petra' fell d'eoc'h ober ganeñ, eme Golm. N'eo ket gwir evelato e fell d'eoc'h va derc'hel amañ ? — Dek vloaz, emezi, ar pez a ra bloaz evit kement pemoc'h bihan ac'h eus klasket beuz... » ha war se ez eas kuit. « O reuzeudigez ! Doue holl c'halloudek, eme Golm, krouadur kaez ma'z oun ! » Kein skuiz oa, ma kouezas war leur e gein war eun doare gwele a oa en eur c'horn eus ar gambr, hag e kouezas pouñier ar c'houesk warmañ. Ne zihunas nemet a-benn tri devez diouz ar heure ha ne welas netra da genta. A-daoù-trumm e welas an tourc'h bras en e sav a-zou-

tañ. Lakaat a reas al loen unan eus e baoiou a-raok war Golm hag e drei en eun taol en eun tourc'h. Neutze e rankas Kolm mont er-maez gant an tourc'h bras hag holl strollad ar moc'h, hag ober a rajont d'ezan dizouara boued evit ar gwizi. N'edo ket e-unan o labourat e-se. An holl houched a ranke kemer prêder gant boued ar binvi. Etre daou benn an devez e veze o labourat. Ha pep abardaez e tistroe da zen ha n'en devoa na naon na sec'hed, evitañ ober hepken eur pred hep peder eur war-nugent, e-pad an noz ha war ar marc'had ne dalveze ket ar boan komz eus ar pred se. Ha setu eun deiz, a-greiz turiat, evel boaz, e teuas d'e gaout eur pemoc'h all, a en em lakaas da gomz outañ : « Kolm O' Ruaire, daoust ha n'am anavezez ket ? — Nann avat, eme Golm. — N'eo ket heñvel ev'doun, eme ar pemoc'h. A ! gwall zarvoud, digarez mat am eus d'az anaout. Reuzeudik a-walch'oun bet da brena diganit eur p'moc'h bihan. Panevet se ne vije ket ret d'in beza hizio amañ, e-lec'h n'eus na gwaz na maouez n'en defe prenet diganit moc'higou ha na vije ket bet amañ panevedout. — O ! truez, eme Golm, met petra' ober a-enep ? Daoust ha n'oun ket

bet lakaet da fazia eveldoch : eur wiz strobinelet a oa bet roet d'in. Met n'her gouien ket daoust da se, a-raok ma voe re ziwezat evidoun. » D'ar c'houlz-se ne c'helljont ket kenderc'hel gant o d'viz. rak gwelout a rajont o tont an houc'h bras ha kemer aon. Met bennet eun all bennak en em ziskouez dirazañ. Anavezet e veze adarre ha n'eo ket gourc'hementou a raed d'ezan, a c'hellit kredi ! Pep hini a soñje d'ezan e oa Kolm O' Ruaire pennabeg ha penn kenta ar reuz bras en devoa o zizet holl, hag holl e hent d'ezan mil droug. Klask a reas dispelega d'ezo ar wirionez hag o lakaat da gredi n'oa ket kablus tamm ebet, e giz ebet, met ne selaouent ket. Rankout a rae gouzañ poanou c'houero a-berz ar re e anavez ha pep deiz a seblante d'ezan beza hir evel eur bloaz. War-bouez turia, hep ehan e oa e fri kignet, koeñvet hag alies e veze o wada. Setu 'ta pe naos edo ar vuhez gantañ : en deiz, eur pemoc'h anezan, e turie ; en noz e veze den, betek ma voe tremenet an dek vloaz. Eun devez e teuas an tourc'h bras d'e gaout hag e lavaras evelhen : « War-c'hoaz az lezin da vont er-maez. Met ma kontez da zen e-lec'h eus bevet dek vloaz e Menez ar Moc'h e tistroiñ d'az keric'hant hag e chom̄ atao amañ. »

Kolm, pa zihunas antronoz, a en em gavas er-maez war dinaou ar menez. Ne ouie tamm ebet pe hent a ranke heul a evit distrei d'ar gêr. Mont a reas war-raok pelloc'h pella, betek ma erruas gant eur tieg a oa war ribl eur c'houer. Mont a reas tre ha goulenn ouz mestrez an ti ha bez' e c'helle diskouez d'ezan an hent da Venez an Itronezed. « A belec'h e teuez, emezi, pelec'h out ganet ? pelec'h out bet savet ? — Ganet oun bet ha savet e-kichen Menez an Itronezed, met ne c'hellan ket lavarout d'it a belec'h emaoun o tont. — Ha me a z'vin a belec'h e teuez, emezi, ha n'am eus truez ebet ourzit. N'ac'h eus ken heulia da fri kignet ha ma'z ez diwar da hent, freuz da heñcher ! — Reuzeudik ma'z oun ! » eme Golm. Mont a reas kuit ha bale betek m'en em gavas gant eun ti all. Bez' e oa eun den en e sav e toull an nor, ka Kolm goulenn digantañ an hent da Venez an Itronezed. « Ma klaskez Itronezed, eme ar gwaz, va mamm goz a zo azezet e korn an ti. O vont d'he rei d'it emaoun. — N'am eus ket c'hoant farsal, eme

Golm, met anaoudek e vin ouizit ma rez d'in kaout adarre an hent mat. — Eun droc'h a zen out, eme ar gwaz, met ma kombez hep farsal, emaoun o vont da ziskouez d'it an hent. » E heñcha a reas neuze ha rei d'ezan sklaerijenn war draou all. Kolm, kerkent ha ma voe war an hent mat, a reas tiz endra c'hellas. Betek kuz heol a valeas ha t'zout a reas pelloc'h e di p'edo dija an noz o koueba. Met o glac'har ! n'oa mui etun ti. Skubet oa bet kuit gant an avel treustou an doenn, au talbenn hag eul lodenn eus ar voger diouz eun tu a oa kouezet en o foul. Dont a reas koun mat da Golm en devoa lakaat e kuz en etun toull, a-drenv an oaled, an arc'hant en devoa graet en eur werza e voc'h bihan. Deuet e oa koun d'ezaf a se kerkent ha m'en devoe kuitaet Menez ar Moc'h. En em lakaat a reas da glask lec'h ar guziadell. Ne lezas maen ebet hep e fiñval. Kaout a reas ar sac'h arc'hant : mat-tre ar stal, met n'oa c'barz nag aour nag arc'hant, netra nemet meinigou lugernus. Kolm a oa distermantrus ar stal gantañ. N'en devoa na ti na goudor, nag aour nag arc'hant, hag an amezeien n'e zegemerfent ket en o zi, anat oa, rak gotizout a raent re vat penaos edo kont gantañ. Kas a reas e vez war ar c'bleuz, e-kichen e di dismantrat. « O reuz ! reuz ! emezañ outañ e unan, truez eo na vijen ket maro ! »

Edo o soñjal petra' c'hellfe a-walch'ober, pa glevas eur vouez a-drefiv d'ezan o lavarout : « Deus dre amañ, kaout a ti mignonet. » Heulia a reas ar vouez hag ar vouez a yae dalc'hmat en e raog hag he heulia a rae, betek ma tegouezas e kastell ar Gorriged, e-harz Menez an Itronezed. A-vec'h ma voe aet dreist ar c'bleuz, e klevas eur cholori hag eur guchenn varc'hegerien a zaoulammes etrezenk ennañ, en eur zont e diabarz ar voger-dro. Bez' e oa ganto eur gwaz meurtet-uhel hag en devoa doare da veza o rener. En em zastum a rajont en-dro d'ezan hag ar marc'heger bras a lavaras d'ezo : « Sed amañ Kolm O' Ruaire hag en deus tremenet dek vloaz e Menez ar Moc'h. N'en deus na ti, nag aour, nag arc'hant, nag eur mignon zoken da rei d'ezan goudor evit an noz. Me'gav d'in eo dereat e rofemp skoazell d'ezan. — Skoazell a roimp d'ezan, na petra' ta, eme ar re all. » Neuze ez eas ar rener d'e gaout hag e lavaras d'ezan : « Rei

a ran d'it etir yalc'had aour na vez biken goullo e-doug da vuhez. Met ret eo d'it rei d'eomp da c'her e chomi hep lavarout da zen ez out bet amañ hag ech eus gwelet er c'hreñvlec'h mañ strolled ar Gorriged. Eun dra all : N'az pet ket aon en abeg d'ar moc'h sorset. Hiviziken n'o devo mui galloud ebet warhout. Gouzout a ran en deus graet an tourc'h bras gourdrouzou ouzit a-raok ma kuitajout ar menez. Met bremañ ne c'hell mui netra a-enep d'it. Kae kuit ac'hain, neus forz pelec'h, e-lec'h n'az anavezer ket. Sav ti eno ha tremen laouen da vuhez e-barz. Pa zeui da echui da vuhez war an douar, e teuin d'az kerc'hat evit da unani gant ar Gorriged em lez strobinelet. Kenavo. » Rei a reas Kolm e c'her evel ma c'houlenne ar Chorrig digantañ, lavarout kenavo d'ezaf, ha kuit. En em lakaat a reas ugant mil paz diouz lec'h e gavell. Prena' reas eun tamm douar brao ha sevel ennañ eun ti koant. O veza m'en devoa kalz arc'hant, n'en devoe ket diouer a vignoned. Tremen a reas e vuhez en eun deare pljadurus. Pep hini a ginnige d'ezaf plijaduriou ha karantez, rak bez' e oa degemerus, brokus, hag hegarat ouz ar beorien. Dek vloaz ha pevarugent oa pa varvas. Derc'hent e varo e tibunas penn-da-benn e gontadenn d'eud den gouest d'he skriva. Hemañ he skrivas gant aked evel n'oa deuet diwar e deod. Hizio em eus he dezrevellet d'eoch evel m'am eus he c'helevet gant va zadkoz.

Bremañ, Itronezed ha tud vat, em eus echu gant va c'hontadennou, hag e lavanar d'eoc'h holl kenavo. Gouzout a ran e tie beza va zad ha ya mamm enkrechet abaoe m'ouen aet diwar o zro ha fellout a ra d'in distrei d'o c'haout warchoaz beurre. Gwir eo an holl zanevellou am eus dibunet d'eoc'h, met kerse e kavan n'oun ket gouest da rei testeni ez int gwir... » Eun duard, ment uhel d'ezaf, hag a oa azezet e-kreiz ar bodad-tid, a savas en e sav. « Ne chomi ket pell hep testeni, emezaf. Me eo « Skarz-d'in-vadant » ha kement ger ac'h eus kontet diwar va fenn, en istor an nozvez kenta, a zo gwir. » Eun eil gwaz a savas d'e dro ; eur c'hoziad a oa anezaf. « Ken gwir ha tra, me eo Goban, emezaf, ha me eo am eus savet Baile-an-Clair. N'eo ket kouezet en e boull ha ne vo biken, ha Roue ar Gwez, ar c'heleññ skarnilet gant an am-

zer an hini eo. Ha gwir eo kement komz en deus laveret. » Kerkent e savas daou waz all. Ar c'hsa a gomzas : « Me eo ar roue mougn a zimezas gant merc'h ar mesaer-moc'h ha setu va mab, a zo bet lazet gant Marc'heg-e-gleze ha pep ger rannet diwar ya fenn a zo gwir. » Eun all a savas da lavarout : « Me eo Pàidin a Blaca ; me eo al louad en em lezas da vez a kavet da di Gwrac'h-he-c'hizier. Pep ger eus ar gontadenn a zo gwir. » Daou all a savas. Hag ar yaouanka lavarout : « Me eo kont yaouank an Draonienn ha sed amañ ar ramz du a lazis e Traonienn an trech'iou, ha gwir eo pep ger eus an danevell. » Sevel a reas eun all hag a lavaras : « Me eo mab Roue Hanternoz Eire. Me eo a yeas dindan ar mor gant ar wreg-vor. Ha gwir eo an istor. » Neurze eun navet gwaz a savas hag a lavaras : « Me eo Kolm O'Ruaire, an den hoc'h eus klevet henoz e abadenou hag e redadennou e Menez ar Moc'h, ha gwir eo pep ger eus ar gontadenn. » Ha kerkent e chomas eur pennad an holl sioul. Bez' e oa eno tri den all : n'oant ket bet savet en o sav ha n'o doa ket c'hoaz komzet. Bras oant, neuze faro d'ezo, hag ar gwel anezo a rae souzezi. Pep nozvez e oa bet Diarmuid prederiet ganto, rak seblantout a rae d'ezaf n'edont ket evel ar re all. Re laouen e vije bet o c'houzout piou oant. Ar c'hsa eus an tri a savas pelloc'h en e sav hag a lavaras : « Sed amañ Oskar hag Osian, war lavarout ez eus pell abaoe n'o deus ket klevet gwelloc'h kontadennet eget an hini a zo o paouez danevela d'eomp ar seiz marvailh. Morse ne lez Fionn Mac Cumhaill eur barz pe eur c'hontadennet da vont kuit hep e c'hopr. Dellezout (meritous) a ra an den se beza trugarekaet evit ar seiz marvailh kaer en deus kontet d'eomp. Evtaiñ eo ar yalc'had aour mañ. Pinvidik e vo ganti a-hed e vuhez. Ha bremañ, kontadennet, emezaf en eur genderc'hel hag en eur sellout ouz Diarmuid, pa zeurio an echu d'az puhez war an douar, e vez degemeret mat em c'hastell strobinelet e Almhan e Bro-Leinster. Me eo Fionn Mac Cumhaill. » Kemer a reas Diarmuid ar yalc'h gant anaoudegez vat en eur lavarout a bep seurt bennozou, hag edo war-nes mont kuit p'en em lakaas an Itron da gomz : « En tu-hont da zek vloaz ha tri-ugent a zo m'emaoun en ti-mañ, emezi, gant f'zians da gaout

kelou eus va c'haredig Marc'heg-e-gleze. Met ne dizas brud ebet betek emezi, kelou ebet, betek m'am boz d'gant ar marvailhet mañ. Bremañ emezi dinet'h gant ar sklaerijenn wirion war al lec'h m'emañ ha war an tu d'e asprena. Warc'hoaz e kuita n'an ti mañ, ha warc'hoaz da noz, Fionn Mac Cumhaill, e vezimpurianet, Marc'heg-e-gleze ha me, en da gastell strobinelet dindan Almhan. »

D'armuid ne glevas ket hiroc'h. Kouezza' reas warnañ eur c'houzed pouanner. Pa zihunas edo dija uhel an heol en oabl. Gouello oa an ti. An Itron hag ar porzier, an arrebeuri kaer a leunie an ti, pep tra a oa aet kuit, ha Diarmuid ne welas mui netra anezo, b'skoaz e-doug e vuhez. Met

eur yalc'had vat a aour en devoa en e zourn, ha heñ distrei d'ar gêr, pinvidik anezaf. A-greiz-kalon e hetas e dad hag e vamm eun degemer mat d'ezaf. Gouleñ a rajont outaf pelec'h oa bet. Met ijinek oa Diarmuid ha ne gontas netra d'ezo. Eur pennad amzer goude e vatvas e dad hag e vamm ha Diarmuid a zimezas gant merc'h eun tieg, hag a savas d'ezaf e-unan eun ti kaer. Pinvidik-nor e voe edoug ar rest eus e vuhez ha lezel a reas evel bugale paotred ha merc'hed. Bremañ emezi o tiskuiza e-kichen Fionn, e kastell ar Gorriged. Met bez' e vev c'hoaz eul lodenn eus e c'hourvibien e Bro-C'hallway.

M. KERFROUDENN

PENNAD YEZADUREZ

1. AR GOURFENGER : CR

N'eo ket plijet d'an holl ar pennad skrivet ganen e Feiz ha Breiz meurz-ebrel diwar-benn ar gourfenger : or. Lavaret ez eus bet zoken gant iod n'oa nemet eur gadenn eus va spred, eur gavadenn ijinet brao met eur gavadenn.

An Ao. Vallée e-unan a skriv e Feiz ha Breiz mezeven : « Ar gourfenger : or a dalv, ez reiz, evit ar verbou-gouzañ (karor) « on aimera ». Ne weler ket penaos e c'heller e astenn d'an araogenou. Sellet ouz ar brezoneg krenn. »

Doujañs bras am eus evit an Ao. Vallée met e zislavarout e rankan.

N'emaoun ket o klask difuilha kudenn ar brezoneg krenn skrivet ha zoken kudenn brezoneg skrivet ebet met hini ar brezoneg kouezet en hon amzer.

Ha goude ma ne ve ket kavet an dro-lavar-se er skridou brezoneg krenn (nebeudig a-walch' anezo) piou a c'hell gwariati ne veze ket implijet d'ar mare-se er brezoneg kouezet e garter pe garter, eus Breiz ?

Ouspenn a zo : eur yez a zo eun dra veo hag a zeu kemm enni gant an amzer. Eun doare komz ha n'oa ket anezo er brezoneg krenn a c'hell beza deuet et yez diwezatoch ; moarvat e vefe kavet meur a skouer a gement-se. En nevezentioù e vez traou reiz ha traou direiz, gwellaenou ha trefoetachou... d'ar yézonien da vari.

Gouennet ez eus bet diganen diskleria e pelec'h e vez implijet an dro-lavar-se. N'em eus graet enklask piz ebet. Eun Tregeriad a lavar d'in n'eo ket anavezet en e vro. Met evit Leon ha Kerne eo dishenvel. Implijet e vez e Gorre-Leon : Kleder, Rosko, Gwinevez... e Goueled-Leon, wardro Gwitalmezez hervez an Ao. Nedelec, kejenner e c'hoerdi bras hag en deus bet tro da c'houennata kloareged... e Goezeg

ha tro-war-dro hervez an aotronez F. Guéguen, Yeun ar Go, Reunan ar Mougn, skrivagnerien vrezoneg... wardro Plonéour-Lanvern, hervez an ao. Nedelec, Lennerien ar pennad-mañ a c'hellef, n'oun ket nec'het, rei d'in da anaout parreziou all hag a vez graet enno gant an dro-lavar-se ha laouen e vefen ma karfent skriya d'in.

Met a-walch' eo moarvat : Ar gourfenger : OR a vez implijet gant an araogenou er brezoneg kouezet.

2). An ana-gwan perc'henna pa vez dibersonel ar perc'henn.

(en dispelegadur dibersonel).

Gant an ano gwan perc'henna e c'hell ar perc'henn beza personel pe dibersonel.

1^e) Pa vez personel ar perc'henn, galleg ha brezoneg a heuilh an hevelep reolenn : evit pep person ez eus eur furm dishenvel. Da skouer :

Je perds mon temps - Me a goll va amzer. Tu perds ton temps - Te a goll da amzer. Paul perd son temps - Paol a goll e amzer.

2^e) Pa vez dibersonel ar perc'henn (en dispelegadur dibersonel) e sav kemm etre an diou yez.

a) E galleg e vez graet gant an ano gwan perc'henna, trede person, en unander pe el liesder hervez ar ster. temps (à soi).

Da skouer : Il ne faut pas perdre son temps (à soi). Il faut travailler ses terres (à soi).

An doare dispelega-se a zo eur gallekadar ha kasau eo lenn brezoneg evel-hen (evit trei an diou lavarenn-se).

Arabat eo koll e amzer.

Ret eo labourat e zouar.

Seurt lavarenn gant an ano-gwan perc'henna n'int brezoneg nemet gant eur perc'henn personel anavezet cre ar peur-fest eus ar frazenn. Da skouer :

Per a zo prez wernañ, afabat eo d'ezan koll e amzer.

Per a zo klaw, ret eo d'omp labourat e zouar.

Penaos eo bet savet ar gallek dur-se ? Setu aman ar pez a skriv d'in an ao. Fal-chun, eus a Baris :

« An troiou-lavar galleg « perdre son temps » a vo aesc'h da veiza ma tiskleir-fed o orin. « On (l'on) ne doit pas perdre son temps » a zo eus « Homo non debet perdere tempus suum » diwar skouer tal-voudegez « mann » e germaneg (tro-lavar digaset e Bro-C'hall gant an aloubadegou germanek). Diwar skouer « on ne doit pas perdre son temps » eo bet krouet. « Il ne faut pas perdre son temps » hag ac'hano « perdre son temps » hep « on » nag il a-raok ».

E brezoneg hon eus ives an hevelep doare-lavar pa gonzomp evel-hen : « Arabat eo da eun (Kerne) pe d'an den (Skaer) koll e amzer ». Met kompreñomp mat n'eus ket aze eun dispiegadur dibersonel e gwirionez ; evit ar spred e dibersonel ar perc'henn met evit ar yezadur n'eo ket : ar perc'henn a zo merket : an den, eun.

b) E brezoneg, pa vez dibersonel ar perc'henn ez eus eur furm all eus an ano-gwan perc'henna, eur furm dibersonel, furm hag a zo heñvel ouz hini ar ger-mell : an (an, al) : son (à soi) gant eur perc'henn dibersonel. Er yezadur, war roll an anioiu-gwan perc'henna : Va, da, e (he), hon, ho, o e tiefed lakan : ar (an; al) : son (à soi). Al lavarenou galleg meneget uheloc'h a dle beza troet evel-hen : Arabat eo koll an amzer.

Ret eo labourat an douar.

A-wéchou he defe aea a-walc'h eur fra-zenn evel-se daou ster ma vefe diframm diouz pep frazenn all. Da skouer :

« Ret eo labourat an douar » a dalv evit : « Ret eo d'an den (da eun) labourat e zouar, an douar a zo d'ezan (tro la-var) implijet dreist holl e Kerne evit chom hep ober gant ar wir dispiegadur dibersonel, tro lavar hag a denn d'ar galleg » ; pe :

An douar (dre vrás) a dle beža labouret.

Neuze, evit diskouez fraes ez eus kont eus eur perc'henn dibersonel e lakaer « an unan » warlerc'h an dra perc'hennet.

Ret eo labourat an douar an unan.

NOTENNOUN

1). Kemeret hon eus aman eur fra-zenn gant an ano-verb enni ; ma kar-femp kemerou eun doare-verb all e wel-femp skleroch'h ar c'hemm a zo etre eur frazenn gant an dispiegadur dibersonel hag eur frazenn gant an dispiegadur personel rak neuze n'eo ket hepken an ano-gwan perc'henna an hini a zeuio kemm ennañ met ive ar verb. Da skouer :

Quand on perd son temps...

Pa goller an amzer.

E galleg fûrm ar verb ne jehch ket ha goude ma ve dibersonel ster an dispiegadur (il perd - on perd - quand on perd...) E brezoneg e chefch : (koll - kolleF).

2). Lod a gavo direiz, hervez ar yezadur, skriva : an douar an unan. Ar yezadur a lavar e teu da goll ar ger-mell ar geriou a zo eun dro c'henel war o lerc'h, lakomp : douar va zad (ha n'eo ket : an douar va zad) ; met aman « an unan » n'eo ket eun dro c'henel eo met eun doare da boueza war ar menoz. En hevelep doare e vez lavaret : « va douar va unan » ha n'eo ket « douar va-unan » evel ma laverfed « douar Per » ; memes tra evit « da zouar da-unan », e zouar e-unan. an douar an unan. »

3). Bremañ eo aesc'h entent an troiou-lavar embannet e Feiz ha Breiz meurz-ebrel : evidor an-unan, ouzor au-unan... ha kement 'zo. Aman adarre an eo an ano-gwan perc'henna dibersonel ; lavaret e vez : evidour va-unan, evidout da-unan, evitan e-unan... evidor an-unan.

Ha ma vefe gwir n'eo ket bet implijet 'hed ar wech an dro-lavar-se n'heller laverout nemet eun dra : eo deuet ar yez da binvidikaat, anezhi hec'h-unan, en eun doare keltiek ha n'eo ket en eur zigemerout troiou-lavar galleg evel ma tigouez re alies. Ar gourfenger : or e dibenn an arao-gennou n'eo ket evel eur skilhenn gasaus hag a c'hloazfe ar yez met eun doare-lavar gortozet gant ar yezadur evit karga eur c'hlas goullo. Aes eo her gweleout ma karomp komparachi ar verb beza hag an arao-gennou.

1. Ema-oun — Evid-oun.

2. Ema-out — Evid-out.

3. Eman (Ema-hen). Evit-an (evit-hen)
Emai (Ema-hi) — Evid-i (Evit-hi)
Emer (Ema-er pe ema-or (Léon) —
Evid-ör.

1. Ema-omp — Evid-omp.

2. Ema-oc'h — Evid-oc'h.

3. Ema-int (int : tro-vener gwelout : int-i) — Evid-o (o : tro-renet).

Al lizerenn dibenn-ger : r a gavonp evel-se er yezou latinek (fertur, diatur) evit merka an dro dibersonel. Klosomp an tammeig tabut-mañ o lavarout eo an dro-lavar-se eur binvidigez evit hor yez ha n'hon eus digarez vat ebet evit he skarza eus ar yez skrivet p'eo implijet er yez komzet.

4). An hevelep reolenn a zo da heulia pa zeu an arao-genn e - en da deuzi gant an ano-gwan perc'henna. Da skouer :

Brao ec'h en em gavan em (en va) zi va unan.

Brao ec'h en em gavez ez (en da) ti da-unan.

Brao ec'h en em gav en e di e-unan.

Brao ec'h en em gaver en (e an) ti an-unan.

5). « An-unan » a gavez implijet g'hoaz, hervez an hevelep reolenn, e kalz lavarenou brezoneg brao :

Lavarout a reer : wañ va lerc'h, en e raok ha kement 'zo... met ive, en dro dibersonel : ne garer ket gwelout fe all wat al lerc'h (an unan) er faok (an-unan)

gwelloc'h eo beza mat er c'henver an-unan.

Wañ ar meno. - En diabarz an unan. - War an dro an unan. - Kouiz hag an unan ne garer ket chom dilabour. (C'est comme moi-même, on ne voudrait pas être en chômage). - Buñoc'h e rajor an unan. - Sikour ar re all da genta, goude-ze an unan. - Re an nesa da genta, ar re an unan da c'houde. - Sacha an-unan ar c'harr (an unan) war ar c'hein. (Me a sach va unan va c'harr va-unan war vâ c'hein). - An unan, e c'heller fazia (on peut moi-même se tromper). - Inouis eo beva an unan (vivre seul est ennuyeux). Er verbou emober ne vez lakaet « an unan » nemet pa vez c'hoant poueza eo warnor an-unan eo e sko ar verb.

6). Awechou an unan a dalv evit meka emaoar an-unan hepket den all ebet. Ar plas ma vez lakaet « an unan » a verk e dalvoudegez.

Pa labourer an douar an unan : quand on travaille ses propres terres.

Pa labourer an unan an douar : quand on travaille moi-même ses terres.

Pa vezet an unan o labourat an douar : quand on est seul à travailler ses terres.

Gwelloc'h eo mont an unan da labourat. (Il vaut mieux aller moi-même travailler).

Gwelloc'h eo mont da labourat an unan. Il vaut mieux aller travailler seul.

V. FAVE.



PAJENN AIR MESTTR-SKOL

AN DAOU VAOUT

Studia a raimp hirio, eur pennad plijadurus kenañ evit ar vugale : « An daou vaout ». Pep tra a blij d'ezo en daolenn-se : an danevell, he-unan, ken buhezek gant ar stourm etre an daou vaout da genta, ha goude etre an daou berc'henn ; an doare dispiega, iveau, prim, nerzus ha taolenus kenañ, ken e weler an daolenn o fiñval dirak an daoulagad, ha kement-se holl en eur yez aes bras da gompreñ evit an holl.

Klask a raimp, war hon lerc'h, lakaat ar vugale da lenn ar pennad-se an tosta ma c'helliñ d'ar vuhez. Ha pa 'z eo ken plijus ha ken aes da gompreñ, perak ne lakaemp ket ar vugale d'hen deski dindan eñvor ? Se, sur oun, a c'hello beza graet, hep nemeur a boan. Ha pa vezo desket ar barzoneg gant ar vugale, netra plijaduruso'h, eget lakaat ar vugale wella d'hen dispiega, a vouez uhel ha gant jestrou, dirak ar vugale all. Grit evel-se, ha me a lavar d'eo'h, na c'houi, nag hini eus ho pugale.

Setu aman eun doare da studia « An daou vaout » :

1). Lenn mat pep poz, an eil goude egi-le, en eur zisplega skler, ar geriou diaes a gaver enno.

2). Lakaat an holl vugale da lenn asambles, hag o lakaat da zeskî eur poz bennak dindan eñvor, hag o dispiega goudeze gant unan bennak eus ar re wella.

3). Ober gouleñou ouz ar vugale, evit gwelout ha kompreñ mat a reont ar skrid.

4). Rei e-giz skrivadenn (dictée) ar pennad merket el levr gant eul linenn gwazennet.

5). Evit echui, lenn eun istor, pe eur pennad istor. Mat eo troc'ha an istor e-kreiz ar pennad plijaduruso, evit ma c'hor-tozo ar vugale, gant mall, o c'hetel vrezenek.

6). Ar gentel vrezonek a c'hello beza klozet gant eur ganaouenn vrezonek.

EVEZIADENNOU

KENTA POZ. — EN EM DOURTAS. Diskouez d'ar vugale petra lavar ar gerse, en eur lakaat an daou zourn serret an eil ouz egile, evel o tourtal,

« Sell ! ya maout penaos e sko. » Ar c'homzou-se a zo da veza distaget gant lorc'h, rogentez ha dispriz evit ar Gall. Hemañ en e respont a lakay muioch'a nérz c'hoaz hag a zispriz, en eur ziskouez e loen gant e zourn.

EIL POZ. — DALCH MAT ! Lavarout ar gomz-se kreñv, gant imor, daoubleget war-du al loen, en eur skei kalet war an douar gant an treid. An diou werzenn ziweza a c'hello beza distaget war eun ton goapaus en eur ober an neuz da druezi.

TREDE POZ. — Ar Gall hag ar Go, a ya droug enno dija. Mont a reont an eil war-du egile evel ma vijent o-unan o vont d'en em ganna.

PEVARÉ POZ. — En eur lavarout ar poz-mañ, ar bugel a ziskouezo dre-jestrou ar pez a reas ar Gall da vadut ar Go.

PEMPVET POZ. — Beo ha herzus kenañ war eun ton gourdrouzus hag imorët. Droug bras a zo er Go ; ar Gall a ra goap ; en em ganna a reont.

CHOUECHVET POZ. — An ton, amañ, a chench krenn ; gourdrouzus en diou werzenn greiz, e teu da veza madelezus evit echui ; betek gounit an daou vrezelour.

AR YEZ

1. - En em : Lakaat ar vugale da glask, er barzoneg, verbou hag a zo en em dirazo.
2. - « Sell penaos va hini-me » : Sell penaos e sko va hini-me, va maout-me.

3. - « Maout ar Gô a ya da fall » : Maout ar Gô a ziskouez beza skuiz.

4. - « Maout ar Gall d'it en em ro » : Maout ar Gall a zo kollet ganez.

5. - « O daou war an douar yen » : An daou yaout a zo maro, a stok-o-c'horf war an douar.

6. - « Serr da veg » : serr da c'henou.

7. - « Etrezo 'daou » : etrezo o daou.

8. - « Me 'ya da c'hoari 'r vaz » : Me a ya da skei gant ar vag evit ho tispartia.

GOULENNOU

1. - Diskouezit ar pevar mare disheñvel a zo er barzoneg. 2. - Pehini eo brasa perz-fall (défaut) ar Gall hag ar Gô ? 3. - Gwall dud int iveau. Perak ? 4. - Perak en deus ar Gall torret gouzoug maout ar Gô ? 5. - Perak e sav kannou etre an daou berc'henn ?

KELEIER

WAR DREUZOU AR PEMVET BLOAVEZ BREZEL

D'an deiz kenta a viz gwengolo, ar Pab Pius XII en deus komzet d'ar bed holl : D'ar 24 a viz eost 1939, emezañ e lavaremp : Netra n'eo kollet gant ar peoch ha pep tra a c'hell beza kollet gant ar brezel ! Siouaz ! hor moazez a skoas an diskouarniou met ne sklaerijennas ket ar sprejou ha ne ziskennas ket er c'halonou.

Ha breman war dreuzou ar pempet bloavez brezel petra weler nemet dismantrou, dælou ha gwad !

...Ra deuy an holl pöblou da ziskenn enno o-unan ha da brederia a-zevri, o daou-lagad o para war an dismantrou a zo dirazo.

...Ra deurvezo gant H. Z Jezuz-Krist a lavare : « Eurus ar re a gar ar peoch » silkaerijenna an dud galloudous ha renerien ar pöblou ma teuint pelloch da rei d'ar bed eur peoch just ha padus !

AR BREZONEG ER SKOL

War « Avis de l'Inspection diocésaine de Quimper », niverenn 8, embannet e miz here diweza e lemnomp e tie ar brezoneg beza desket e holl skoliou kristen an eskofti, er skolachou koulz hag er skoliou bihan, hag ez eo kement-se eun dia gounéchennet krenn gant an Aotrou 'n Estourbeillon.

6. - Daoust hag e tiskouezont beza fur oc'h en em ganna evel ma reont ? 7. - Penaos e teuas Jobig a-benn d'o sioualaat ?

C'HOARIVA (théâtre)

Ar rimadell-mañ a chell beza foet war ar c'hoariva, gant pevar bugel en eun doare farsus kenañ. Unan, eun tammiñ en a-dreñv, a ziskouezo ar c'hoarierier.

Ar Gô hag ar Gall a zigouez, unan o tont eus pep tu, eur maout (kartons pe koat) gant pep hini anezo. Unan bennak kuzet e toull ar c'houezer (souffleur), a c'hello lakaat an daou loen d'en em gannia. Ar pevar e raio Jobig ar Rouz, eur penn-baz gantañ.

En eur zont war ar c'hoariva hag en eur vont kuit e vez galat kana war eun ton anavezet, pož kenta ar rimadell.

Evit gallout beza c'hoariet evelse, gwezennou zo, a ranko beza kemmet evel-hen :

7° gw. : Maout dalc'hmat ! Eun taolig all...

9° gw. : Maout dalc'h mat ha sko ato...

13° gw. : Va maout, tamn koz lorgnez fall...

15° gw. : Va maout bremailk a dourfo...

25° gw. : Bremañ 'vat, paotr divalo...

27° gw. : Serr da veg, lampon fall...

Evit echui, Jobig ar Rouz a c'hello la-

varout :

En amzer-mañ kig maout,

N'eo ket re fall da gaout.

AR SKOALER

AR MIZ

kob ; warlene ne veze graet skol vrezonek nemet eun hanter eur er zizun ; re nebeut oa ; evit ma teuy ar vugale da zeski da vat yez o bro e vo ranket ober skol vrezonek d'ezzo, diou wech er zizun, hag eun hanter eur bep taol.

BREZONEG D'AR

C'HALLAOUED

War « Dépêche Brest » an 19 a viz he-re Lan ar Roc'h o komz eus an doare gwebla da gemenout da lakaat ar C'hallaoued d'en em glevet gant ar Vretoned a lavare e tlefed deski ar brezoneg e holl skoliou krenn ar Frans, (écoles secondaires) evel ma tesker ar malgacheg, an arabeg hag an annameg.

Ha perak ne rafed ket ?

Ne rafed nemet deski d'ar C'hallaoued, henvela yez a c'hell beza ouz an hini a gemze o zud koz, breman ez eus pemzek kant vloaz, hag o deus kollet, p'int bet di-boell a-walc'h evit en em lakaat da lati-nat gant soudarde Rom, deuet da ober o renkou en o bro, e lec'h mirout, en he c'haer, o yez o-unan.

AR GOUEZELEG :

YEZ KELTIEK EIRE

« Lavaret mat a c'heller, rak re wir eo. eur vroad tud hep eur yez d'ez hñ-unan, n'eo broad tud ebet, n'eo nemet eun han-ter broad tud ! » Setu petra a zisklaerie

e miz here diweza, an A. de Valera Fener Bro Eire, pe Iwerzon, e Jubile an emzav gouezelek ha setu peïak e Eire e labouf an holl a-zevri, breman, da zeski o yez kel-tiek a oa dilezetoc'h betek hen eget né oa ganeomp-ni hor brezoneg, daoust pegen dilezet e oa, siouaz !

STROLLAD KUZULIA BREIZ

Strollad kuzulia Breiz en deus graet e vodadeg diskar-amzer d'ar 14 a viz here, e Roazon. An Aotrou 'n Estourbeillon, en hano ar strollad, a zaludas ar prefed meur nevez hag henman, war skouer an A. Que-nette a lavaras e poagnje da rei he franki-zou da Vreiz ; poueza a eure war an ezomm o deus ar Vretoned da zont war zikour Naonediz dismantret a c'hêr gaez d'ezzo gant ar Zaozon !

KOSA POBL A ZO ER BED

An A. Philup Renaudin, karget gant ar C'houarnamant eus mad an Tiégeziou, en deus komzet e ti-kêr Paris, d'an 19 a viz here diweza :

« E Frans, emezañ, en eur ober tregont « vloaz, niver ar vugale ganet, bep bloaz, « a zo kouezet eus eur milion da 600.000 « hag, abaoe eiz vloaz, e weler bep bloaz « muoich a dud o verval eget o c'henel ; « etre 40 hag 50.000 den a gollomp bep « bloaz ; ar Fransizien eo kosa pobl a zo « er bed, rak, en o zousez, war 7 den ez « eus unan hag en deus ospenn, 60 vloaz, « Bep bloaz e weler 25.000 koublad priejou « o terri o emgleo hag o tivorsi, da lava- « rout eo unaf war daouzek ! »

An tiegeziou ne vezont ket savet war ar roch ma 'z eo Hor Zaiver Jezuz-Krist a zo tiegeziou savet war an traez ; d'an distera gwall varr amzer a c'houezo emaint d'an traon !

HOR BEREDOU

Pa dremener e berejou Breiz ne lavarfed ket e veze beziet Bretonez enno, rak an holl skridou beziou, kouls lavaret, a zo e galleg, zoken skridou tud ha n'o deus mor-se lavaret ger galleg ebet ; sebezus eo kement-se.

E bered Sant Brieg, da vihana, eme Seiz Avel an 18 a viz eost diweza e kaver war maen-bez an A. David ar geriou-mañ, e brezoneg :

Ne oa ket divroet
en hon touez tud a Vreiz,
Kaïrou a rae dreist par
hag hon yez hag hon Feiz ;
Amañ, en eur ganañ
tri bloaz en deus bevet,
Amañ e vennas chom
ha beza douaret
Ni ivesz hen sella
evel breur ha mignon
Barz santel ar Werc'hiez,
gwir Vreizad a galon !

Breur e oa d'an A. David, eskob Sant Brieg, eus a 1862 da 1882 ; ganet e oa e Lyon hag e karas kement Breiz, hag e vreur eveltan, ma beskas ar brezoneg ha

ma c'houennas kaout eur skrid brezonek war e vez.

Ezomm o deus ar Vretched da heula skouer vat an Aotrou David.

EUN DEVEZIAD PEDENNOU

Pedennoù a vez graet, e holl ilizou Frans, evit kement hini a zo bet lazet, er brezel-mañ, d'ar zul 14 a viz du.

Ra deurvezo gant an Aotrou Doue o lakaat en eul lec'h e vezern eman sklaerijenn, freskadurez ha peoc'h.

KELEIER LAOUEN

D'an 12 a viz here eo bet eureujet e iliz sant Ewan Huelgoat an A. Glaoda Cras hag an D. Mari Teresa ar Berr eus a Bont 'n Abad.

Hor gwella gourc'hennou d'an dud nevez-se.

An A. hag an I. Palm Brejon de Laver-gnée a zo eurus o c'hellout kas kelou d'eo'h eus ginivelez o mab Nicolas.

Roazon d'an 29 a viz gwengolo 1943, 17, Straed an Itronized.

Buhez hir d'ar breizad bihan-se ha fa vez levez e dud.

KANVOU

Erbedi a reomp ouz hol lennerien an A. Alain Le Roy (Alan ar Roue), keleñner war an Istor, maro d'e dregont vloaz, en e di, e Rosporden, d'ar 15 a viz here diweza. Alan ar Roue a oa en emzav breizek abaoe e amzer studi e skol-veur Angers ; e varo a zo bet eur c'hol evit Breiz a-bez ; traorok mervel en devoa karget e vignon mat Yann Naour da rei en e hanou eur prof a 2.500 iur da Feiz ha Breiz ; hol lennerien n'hen ankounac'hant ket en o fedennou.

Erbedi a reomp ivesz hol lennerien an A. Yvon Tilenon, nevez maro e Paris d'an oad a 59 bloaz.

Canet e oa bet e Plounour-Trez, er bloaz 1885 ; abaoe ar brezel 1914-1918, edo o labourat e Paris, evel sekretour, e bistro Ministr ar brezel hag er bloaz 1939 e voe hanvet da leorier e palez ministre a vartoloded a genwerz ; skrivet en deus, evit Feiz ha Breiz, buhez Mikael Kouilm a vez moulet hep dale.

Erbedi a reomp et fin an A. Eugen ar Garrec, dean chalonied Gwened, maro d'an 8 a viz here diweza ; ganet e oa bet e Kibérén d'an 19 a viz meurz 1858, ha beleget d'an 10 a viz meurz 1883 ; keleñner e voe e Sant Fransez Xavier Gwened hag e kloerdi bihan Keranna, person e Meudon hag e Caudan.

Er bloaz 1895 e skrivas istor an darvou-dou skrijus c'hoarvezet 100 vloaz kentoc'h er barrez ma oa bet ganet : Quiberon, la bataille et le martyre ; abaoe en deus skrivet c'hoaz : L'affaire de Quiberon, les vrais martyrs de Quiberon, les deux capitulations de Quiberon. Rei a eure ivesz an dour d'an A. Bulcon da skriva l'Histoire d'un village, da lavaret e Istor Keranna renket e tri leor, teo.

Doue r' o fardono.

TAOLENN 1943



KENTELIOU

- Noz Nedelec a-dreuz an neud orjal, gant L. B. 223.
 An dud diwar ar maez, gant Tintin Anna 249.
 Lazadeg an Innosanted, gant Y. V. Perrot 253.
 Dorn Moskov, gant H. Caouissin 255.
 Dirak an nevez-amzer, gant L. B. 273.
 Ar brezoneg er parzeiou, 275.
 Perak e tleomp dere'hel d'ar brezoneg, gant I. Jacob 277.
 Da dri bugel eus ar Portugal an I. V. a en em ziskouezas, gant Y. V. P. 288.
 Chouez al louet a zo gantan, gant Y. V. Perrot 293.
 Hor c'halonou d'an nec'h, gant L. B. 313.
 Dre hentou Breiz beteg an aoter, gant J. Havard 315.
 An harlu, gant Y. V. Perrot 318.
 Strivadennou, gant Kloareg Keltia 323.
 Paotred yaouank, va c'hamaled, gant P. Douérin 328.
 Pedenn evit en em westla da Galon dinamm Mari, 333.
 Miziou du a vrezel, gant L. B. 355.
 Mouez hor re varo 353.

ISTOR

- Pa oa daou roue bras e Breiz-vihan, gant Y. V. Perrot 231.
 Bodonou, gant L. Dujardin 234.
 Repuidi a Vro-Iwerzon e Breiz, gant Y. ar Gô 299.
 Botquen 282 bis.
 Eur vro renet gant eur beleg 304

BUHEZIOU

- Ar breur Ewan, gant Y. V. Perrot .. 283.
 An Tad L'Helgouac'h 310.
 Eun dea em eus anavezet, gant A. Goasdoué 344.
 A. ar Braz, gant H. Caouissin 356.

BREZONEGERIEN

Lennit ar gelaouenn dudius man :

SAV

Skriya d'an A. DANIEL - 9 ter, rue du Vouvray NEUILLY-SUR-SEINE

Moujerez Eric-Léon - Landerne — P. C. 410

Ar mérour : H. Caouissin

BARZONIEZ

- Bloavez mat, gant Brogarour 232.
 Klemmioù, gant Tintin Anna 252.
 Ar vuhez e Paris, gant Y. ar Roue .. 254.
 Da Vab Doue, gant J. l'Helgouac'h .. 272.
 Rimadellou bugale, gant Y. ar Gô .. 292.
 Karreg an tan, gant Egile 308.
 Kantved liziri breuriez ar Feiz 312bis.

SONIOU HA C'HOARIVA

- Toutouig la la, gant M. Abgrall 243.
 Ebeulez ar flourenn, (Koroll) 262.
 Evit beva gant levenez 282.
 Koroll ar balan alaouret, gant E. Penn-ar-C'hoad 302.
 Gwerz ar Prizoniad, gant Tintin Anna 322.
 En eur gutuillh avalou, gant E. Penn-ar-C'hoad 342.
 Ar vouzerez, pezig-c'hoari 346.

MARVAILHOU

- Eur Sizuniad Marvailhou gwir (Kon-tadennou Bro-Eire), gant Douglas Hyde, H. Huerre-Kerfrouden 237, 264, 296, 324, 336, 362.
 Laeredenn Tad Koz Mai, gant R. Leborgne, H. Caouissin 244.
 Mervel evit beva, gant L. B. diwar Joergensen 260.
 Geoteann ar Werc'hez, gant Jakez Riou 279.
 Gouzout pardoni, gant L. B. 334.
 An hini a dremen as he nozvez en eur garnel, gant A. ar Braz 358.

YEZ

- Pajean ar Mestr skol 246
 270, 291, 348, 373.
 Dastumomp ar bruzun 269, 349.
 Ar ragano gourfenger « or », gant V. Favé 271, 311, 371.